

## GERIADUR BRAS

F. FAVEREAU

français-breton

© Francis Favereau 2021

<http://ffavereau.monsite-orange.fr>

(évolutif en ligne +100 Mo - tous droits réservés, reproduction interdite)

### I

**I** : *i, pik war an i* ; droit comme un *i sonn war e c'haol & sonn evel ur pres* (T<JG / *en e sav-sonn*) & mettre les points sur les *i* (à q<sup>m</sup>) *lar(et) e begement (da ub net-ha-pizh – PII<MS)*

« **I** » (gallo = il) > IL

**-IAC** (NL & NP var. **-AC** ex. Miniac (-Morvan) / Ménéc, NF Le Ménéc, Iffiniac & Yvignac 22 < gaul.-celt. suff.-iacon : Carantiacon > Carancy, Charencey ; Chailly < Caliaco = *kilhog*) > **-IEG** : *Mourieg* (Moréac), *Neulieg* (Neulliac - 56)

**IAGO** (prénom : Jacques < Jacob- < hebr. - it. & esp. & NP pers. *Othello* & cf. Sant\iago) = *Iago*

**IAHVÉ** (var. Yahweh : Dieu – Bible & Jéhovah - hebr. < HâYâH "être"...)

**-IAL(ON** - gaul.-celt. : terre à défricher > village défriché > NL suff.-e(u)il : Chasseneuil, Nanteuil, Verneuil & gall *tir ial* : *hill-land, upland* angl. / *Noyal* 22, 35, 56 *Noal* - *Pondivi*) =

**IAMBE**, ĪAMBE (16° < gr ἰαμβος jet - satirique / vb) = *iamb* m.-où : *troad BERR-HIR* m.-où (& *gwerzenn berr-hir* f.-où) ; (poème - appr<sup>d</sup>) *SONENN* f.-où (Chénier 18°)

**IAMBIQUE** (16° < lat.-gr – *troad*) *BERR-HIR*

« **IAN** » (gallo – 22 : oui & ya<sup>n</sup> ! > *YAN*) = *YA* ! (*yañ* - L<GK < *da vihannañ / (d)yantao* - Are)

« **IAOU** » (gallo : eau, "d'l'iaou" > *EAU*) *DOÛR* (cf. /dawr/, /do:r/ & /dœʁ/ W & gall *dwfr / dŵr*)

« **IASSCA** » (arg.-verlan < caillasse) > *FRIC*

**-IATRE** (psychiatre etc. < gr ἰατρός, *iatros* : médecin) =

**IBAI** (basq. : rivière *bai-ona* bonne rivière > Bayonne) =

**IBARRURI** (NP basq *ibar-uri* : vallon & *ur /ur/* eau) =

**IBÈRE** (16° < lat.-gr) *Iber* m.-ed f.1 / *Iberian* m.-ed (cf. Celtibère *Keltibered* & ar c'heltibereg - *keltibereg* Botorrita - NL Castille)

**IBÉRIE** (NL trad.) *an Iberi / Iberia*

**IBÉRIEN,-NE** > **IBÈRE**

**IBÉRIQUE** (18° & esp. (*jamón*) *iberico*) *Iberik* m.-ed f.1 & la péninsule ibérique *ledenez Iberi(a)*

**IBIDEM** (lat. : ici même) = *ibid.* / *ib.*

**IBILBIDE** (NL basq. Internet : itinéraire & voie < *ibil(i)* marcher & *bide* : chemin NF Bidegain & var. Videgain - Navarre - V esp. / B) =

**IBIS** (16° lat.-gr ἰβίς < égypt.) = *ibis* m.-ed

**IBIZA** (NL île & ville esp. /*ibiṣa*/ & catal. *Elvissa* – Rob. NP / NF basq.) = Koldo est parti sur *Ibiza aet Koldo da Ibiza*

**IBN-** (NF < بن / *ben-* : fils / Ali ben ali & hebr. Ben\jamin, Bensoussan etc. & بني *ben-i* > *beni* oui-oui / *Ab-*) = *Ibn...*

**IBSEN** (NF sued. *Ib* & *sen* < *Iep* = Jacob & *søn* : fils de Jacques Jackson Rob. / Abjean Abyann) =

**ICAQUE** (17° esp. < caraïbe – fruit) = *ikak* m.-où

**ICARIEN,-NE** (19° < NP gr Ἰκαρος Íkaros Icare) = *ikarian* ad. (& m.-ed f.1)

**ICE** (angl. & germ *is* / iceberg & banquise – gall *iâ* & gaul.-celt. *iag(o-)*, v-irl *aig* Gén *ega* & gall *ia-en / yein, yen, yin*) =

**ICEBERG** (19° angl. / scand *isberg*, irl > *cnoc oighir* /air'/ > *knec'h erc'h*) = *isberg* m.-où & (cf. J.Conan 18° pl *montanio scorn*) *menez skorn* m.-ioù, la partie visible de l'iceberg *gorre an traoù / ar skorn*, & *an diwar-c'horre*

**ICECREAM** (frangl. / *ice cream*, gall *hufen iâ / traoù yein* E boissons froides, non alcoolisées, icecream corn *dihen rew* / crème & gel, irl reo *frost* > *reioiteog* /ro:t'o:g/ icecream & uachtar reoite cf. / *uc'h rewet*) =

**ICEFIELD** (Géol. < angl – gall *maes iâ*) =

**ICEFLOE** (banquise *bank is* < *pakki* nord. – Fr.Infos) > FLOE

**ICELLE** (f. / m. & pl. - proches parents d'icelle - Code civil 1804, Racine 17° en icelle) > ICELUI  
**ICELUI**, **ICELLE(S)**, **ICEUX** (11° ex. - en vertu d'icelui ; v-br *henneth, honneth*, C. 'hennez iceluy', GR *hennes, henneth*) > *henmañ, honmañ* (*HEMAÑ / HENNAÑ* – W / T) *AR RE-MANÑ(OÙ)* : en icelle ville (KW<EE emphatiq<sup>t</sup>) *en homañ, ar gêr-mañ*

**ICH** (all. *Ich* /iç/ : *ich weiß nicht* – ni wn *ddim* gall je ne sais = *n'ouzon ket, ne oaran ket, n'ouve'an ket / ne c'houezan ket & n'ou'n dar'* 'hanon ! - Ph & *ne ouian ket !* - syn.Ph-E / W & *ich liebe dich / I loye you & lubi !* gaul.-celt. : *me'z kar*) = *ME* (& *me-ve* /mẽ/ & 'meign' - var. Prl...)

**ICHT(H)Y(O)-** (gr *ἰχθύς ikhthús*, poisson – *p'esk-ed* = ichtyocolle > *peg-pesked*) =

**ICHTYOLOGIE** (17°) = *iktiologiezh* f.-où & (dér. Sc.) "*peskedoniezh*" f.-où

**ICHTYOLOGISTE** (18° < gr *λόγος lógos* discours, raison) = *iktiologour* m.-ion f.1

**ICHTYONYMIE** ('Ichthyonymie bretonne' A.G. Le Berre > AGB) *anoiou pesked* (*Breiz<sup>h</sup>*) pl. / *iktonomiezh* f.-où

**ICHTYOPHAGE** (16° < gr *φάγος fagos* glouton) *debrer pesked* m.-ion f.1

**ICHTYOSAURE** (19° < gr *σαύρα saúra* lézard) = *glazard-pesk* m.-ed

**ICI** (11° < ecce hic lat. ; gaul.-celt. *magos* : champ (ouvert > marché) > *ma,-va* NL divers Goariva ; v-br *amma* : *hont hac amma*, gall *yma*, C. *aman*, GR *amâ*, d'ici *ac'haleu* & *ac'hanen* Lu / *ac'han*, W *avaman* & *ac'haneman* / *tu-mâ ha tu-hont*, jusqu'ici *beta-henn* ; ALBB n° 4 & d'ici n° 6-8) *AMÑ (AM')* : je suis ici *amañ emaon*, nous sommes ici *amañ emaomp*, ici-même *amañ 'gi'-mañ / a' c'hi'-mañ* > /him/ (Ph / Are ici et maintenant – hic et hunc *am'gi'-ma'ha brema'*), (ici chez moi / chez nous & "cez" gallo < casa) *DU-MANÑ* : *du-mañ ne vez ket lavaret* (Jean Le Dù > le 'badume' ; ici et là *du-mañ du-hont / tu-mañ tu hont* (& *amañ hag ahont*) ; d'ici (lieu) *ALEMANÑ* (usu<sup>t</sup> Ph), *AVAMANÑ* (W) : *pet km alemañ ?* (Prl *agalmañ*) / (lieu syn. & temporel) *AC'HANN\** / *AHANN-MANÑ* : *a-benn un eur ahann<sup>e</sup>*, (L) *AC'HALENN*, *AC'HANENN*, d'ici là *AC'HANN DI* : *a-barzh neuze hag ac'hann di* (Are<YVP / *lazet meur a gi*) ; d'ici que... *A-BARZH* / *WAR-BARZH MA* (*teuy...*) / *AC'HANN A* (*vo*) ; d'ici un mois *A-BENN* (UR) *MIZ AMANÑ* (Ph) ; d'ici voir *bete gwelet, bete gout* ; par ici *DRE AMANÑ* (& var. T > *der amañ / W dre 'mañ*), ici-bas *lomañ /-mañ & ar an douar-mañ* ; « L'ici-bas » (Guillevic – "Encoches / *Askennou*" tr. Helias – 1975) > *An dre-mañ*

**ICO-** (gaul. *Ico-randa* etc. - limite d'espace, de territoire / Ingrandes & var., *Evrans* < *Equoranda* & bétail - ie \*(p)eku- *pécun-* < *pecus* lat. - D. : fortune en bétail / *solidus* & *saout*, swllt gall. / gr *οἶκος oikos* : maison & patrimoine - fb)

**ICOGLAN** (turc : officier – Ottomans) =

**ICONE** (20° angl *icon* & Inform. / gr *εἰκὼν εἰκόνα eikona* image) = *ikon* m.-où

**ICÔNE** (19° rus. < gr *εἰκόνα eikona* - image) *IKON* / *IMAJ* m.-où /-achou : *imajou ar Werc'hez* (& Prl *limaj / skeudenn-où & skeud ar sent* - T<JG)

**ICONIQUE** (18° - effet iconique) = *efed ikonik*

**ICONO-** (gr *eikôn* : image) = *an ikono* (m.-ioù)

**ICONOCLASME** (19° - irl / *bris-* : *iolbhriseach* /i:l.v'r'is'ə/, m-br *bris-*) = *ikonoklasm* m.-où & (n.vb. - an) *torriñ imajou* (& *bres'ih* *limajou, skeud sent / bresañ\* skeudennou*)

**ICONOCLASTE** (16° < gr – gall *torrwr delwau*) = *torrou imajou* m.-ion, & *ikonoklast* m.-ed f.1

**ICONOGRAPHE** (19° < gr *γράφος graphos*) = *ikonograf* m.-ed f.1, & *imajour* m.-ion f.1

**ICONOGRAPHIE** (17° < gr) *ikonografiezh* f.-où & (an) *ikono* ; *imajerezh* m., *skeudennadurezh* f.-ioù (FV) ; (illustrations diverses & l'icône) *IMACHOU* (pl.)

**ICONOGRAPHIQUE** (18°) = *ikonografik*, & la partie iconographique *al lodenn imajerezh*

**ICONOLOGIE** (17°) = *ikonologiezh* f.-où

**ICONOSTASE** (19° rus. < gr εικονοστάσιον image / stand - debout) = *ikonostas* m.-où (*Tro Breizh* FM – Skol Vreizh)

**ICOSAÈDRE** (16° < gr εἰκοσι / *ugent-tu* – Mat.<JM) = *ikosaedr* m.-où

**ICTÈRE** (16° < gr ἰκτερος – Med.) *terzhienn janus* f.-où (& *terzhienn velen* : *jonis*<sup>s</sup>)

**ICTÉRIQUE** (16° ad. - *unan g'an derzhienn*) *janus* / *ikterik(el)*

**ICTUS** (19° lat. : coup – v-br *ercor* gl *ictum* LF & gall *ergyr* / *ergyd*) = *ergor* (m.-où – néol.)

**ÎD** (& *aïd* عيد : fête) > **AÏD**

**IDAHO** (NL US<ind. : pierres de montagne) =

**IDE** (18° < suédois *id*) = *peskig ruz* m.-où

**-IDE** (gr εἶδος *eidos* / *video* lat. & *uid* celt. - *ie* : forme ou idée > aspect – Chim.) =

**IDÉAL,-AUX,-E,-MENT** (16° < bas latin / *idea* & gr εἶδος - *ie* & *uid*- gaul.-celt. – gall *ideal*, irl *idéal-ach*) = *IDEAL* (Mat.<JM) / *ideel* ad. & m.-ioù : idéal premier *ideal prim*, idéal principal *ideal pennañ* (Mat.<JM) ; (parfait,-e,-ment) *PEURVAT*\* ad. : gens idéaux *tud peurvât\**, & *graet peurvât*, l'idéal *ar PEURVAD* / *un dra (eus) AR GWELLAN* (cf. basq. : *on\en*) & (un idéal - un) *uhelvennad* m.-où, (trad. W / *lubie & froudenn, sorc'henn*) *albac'henn* f.-où : l'idéal d'un chrétien *albäc'henn ur c'hristen* ; l'idéal c'est... (Ph) *sklaerañ tra* (& *gwellañ, lip'añ / reishañ tra d'ober*) *eo se...*

**IDÉALISATEUR,-TRICE** (19° ad.) *idealizatur* m.-ien f.1

**IDÉALISATION** (18° - n.vb. : an) *idealizañ*

**IDÉALISER** (18°) = *IDEALIZAñ,-iñ,-o* : *traoù idealizet* ; (appr<sup>t</sup> embellir) *KAERAat\** (*dre e soñj*)

**IDÉALISME** (18° - gall *idealaeth, idéalachas* irl & basq. > *idealismo-a* / an) *idealism* m.-où (& cf. Ph *sorc'hennerezh / albac'henn & froudenn, stult-enn & sklutenn...*)

**IDÉALISTE** (17° - irl *idéalaí*) = *IDEALIST* m.-ed f.1, & *idealour* m.-ion f.1

**IDÉALITÉ** (18°) *idealidigezh* f.-où

**IDÉATION** (19° < angl. – n.vb. : an) *IDEAN*

**IDÉE** (12° < lat.-gr *ídeá* / εἶδov voir - *ie* / *video* lat. : vois, germ. - *weiss, wit* angl. - gaul.-celt. *uid*- & *uis*- : (g)ouez- & (g)ous- : *nouspet* / aucune idée ! ; gaul.-celt. *menman* & *messu*, v-irl *menme* > *meanma* : *mind, thought*, v-br *men-* & *med* > *meiz* Ki-W ; GR *songesoun-ou*) *SOÑJ* n.-où /-enn-où : idées noires *soñjòu du*, tant qu'à exprimer une idée *kement ha reiñ ur soñj*, selon mon idée *hervez ma soñj / da'm meno, war va meno*, chacun son idée *pep heni e soñj / e veno*, idées forces *soñjennoù pennañ / pennsoñj(al - vb)* ; (une certaine idée - sing.) *SOÑJADENN* f.-où (& *soñjeson* opinion) ; (dans l'idée / opinion) *MENO* m. : à son idée *en he meno, war o meno, da'm meno* (Ph usu<sup>t</sup> / *mennoz* dessein & *da'm santimant*), dans l'idée *em c'hredenn* (T<JG & de ma propre idée *diwar ma danvez ma-hunan*) ; (popul<sup>t</sup>) *IDE* f.-ioù : *bet un ide dustu* (TK/illettré), *ideioù a bep sort & ideou mad, ide 'm eus & 'm eus ket ide* (*da vont - T j'ai / pas - idée d'aller*) ; une simple idée (de / soupcçon) *DISTRAP* m. : *un distrap dour & tamm tañva* (avant-)goût ; en faire à son idée *mont da heul e benn* ; ayant les idées arrêtées (*bout*) *krenn d'e soñj* ; idées fixes (& caprices) *PENNADOÛ* ; (ayant des) idées noires (W<Drean) *chañjet arnehoñ / oc'h ambren* (Ph & *lonkañ / magañ, malañ soñjòu du*) ; ayant idée de... (*ema*) *e soñj (ober ud / ide)*, & avoir dans l'idée (de) *IDEañ,-iñ* (*da*) : *henezh a oa ideet da vont* ; si tu as idée (d'y aller) *mar(d) ema warnout mont (di)* ; avoir de l'idée *kaout spered & ijin* ; suis ton idée (L<MM) *gra / heuilh da benn* ; venir à l'idée *dont da soñj ub & da spered ub, dit*, je n'eus pas l'idée de le faire (*ne*) *'m boa ket bet spered bout gwraet* (W<FL) ; se faire des idées *lonkañ soñjòu* (& *gober joñjòu - appr<sup>t</sup> - déprimer* Prl) ; si celui que tu as dans l'idée, en tête *ma 'ma ho soñj 'barzh an dañs / en dachenn* (trad.<YFK) ; je n'en ai pas la moindre idée *n'ouzon dare 'hanon* (Ph & Ku *'ouian dare-dare* !) ; lui inculquer des idées fausses *bouteiñ avel en e benn* (W<Drean & NF Pennavel)

**IDÉEL,-E** (17° Philo.) *ideel*

**IDEM** (lat. / 'is' - lui) = *idem* / *MEMES MOD* & *mem' mod* (*a-walc'h* ! Ph & W *mem tra* !)

**IDEMPOTENCE** (Mat.<JM) *idempotañs* f.-où

**IDEMPOTENT,-E** (Mat.<JM) *idempotant*

**IDENTIF** (arg. – téléfilm) > **IDENTIFICATION**

**IDENTIFIABLE** (19°) *ANAV(EZ)APL\**

**IDENTIFICATION** (17° - an) *ANAVEZOU* (*korfoù*) ; (à q<sup>um</sup>) *hevelebidigezh* f.-ioù (*ouzh ub*)

**IDENTIFIER** (17° < lat. – irl (*sain*)*aithin* & *ionannaigh* / *unan*, gall *adnabod* & (re)connaître *anavout* – ALBB n°11) *ANAVEZañ,-out* : ils ont identifié le cadavre *anavezet o deus ar c'horf marw<sup>e</sup>* ; (s'assimiler) *hevelebiñ g' (ud)*, & (Mat.<JM) *identifiañ,-iñ,-o*

**IDENTIQUE,-MENT** (17° lat scol. < idem ; GR *memes tra*) *MEMES TRA* (& *memes tra pal* - but identique / *hevelep\* ad.*: de telle façon identique *en hevelep fes<sup>son</sup>*), à l'identique (& identiquement) *MEMES MOD* & *mem' mod 'walc'h !* (Ph) ; (tout à fait semblable) *PEURHEÑVEL* (*ouzh e vreurig* & *hañval-poch / heñvel-beo<sup>e</sup>, heñvel-mil Ph & heñvel-mik\**, *pimpatrom ub / an ui diwar e dad*), *RE-BAR* (*da ud* - cf. Y.Gow) : identique à un animal *re-bar d'ul loen*, *JUST 'EL* > *'ST-ÈL* *egile* (Prl & W *fas<sup>ibl</sup> / vasil adv. Ph-T / Mat.<JM*) *identel* & identiquement nul *null end-identel*

**IDENTITAIRE** (20°) > *identiter / identitaer* & emboîtement identitaire *an embo<sup>u</sup>estiñ identiteoù*, questionnements identitaires *goulennoù 'fed identelezh*

**IDENTITÉ** (14° < bat lat. / idem & ipse > ipséité, GR *memes tra* – gall *hunaniaeth / uniaeth* < *un*, irl *aithne /ahn'ə/ anaoudegezh* & *céannacht / penn- & pennach*, *ionannas* : *sameness / unan(ded)*, basq. (carte) *nortasun* (*agiria* - carte d'identité / NF anc. Piuédad / Mabédad & Abeguile *Abegile*) : *'pivelezh' / piw<sup>e</sup>-oc'h* : *kartenn piv\*-oc'h / sng Identity* – Y.Gwernig & alm, jpn) = *IDENTITE*, & *identelezh f.-ioù* : *an identelezh* (R. Koadig), *identiteoù* (pl. & Mat.<JM idem), l'identité culturelle *an identelezh sevenadurel*, (l'identité de q<sup>um</sup>) *ANAV (ub)* : aucune identité vérifiable *n'eus bet kavet anav erbed<sup>e</sup> anehoñ* (W), carte (1940s & ID / angl.) / plaque d'identité *kartenn / plakenn anav* (*anavezout*), *kartenn anv\**, (sens d'attitude) *DOARE (ub)* n.-où (NF Le Doaré, NL Quillidoaré) : *klask ennañ doare* (*doutañ Ph<AT*) ; (similitude C.) *hevelepted* (*daou dra*) f. & identité de vue *hevelep soñjennoù* (*ganeomp*)

**IDÉO-** (gr *ἰδέα*, *idea* : idée / video lat. - ie & (*n*)ous-pet, *naouspet*) =

**IDÉOGRAMME** (19°) = *ideogramm* m.-où (Maodez Glanndour / *arouezlun* m.-ioù < gall / lune)

**IDÉOGRAPHIE** (19°) *ideografiezh f.-où*

**IDÉOGRAPHIQUE** (19°) = *ideografik(el)*

**IDÉOLOGIE** (18° / irl *idé-*, basq. > *ideologia*) *ideologiezh f.-où*

**IDÉOLOGIQUE** (19°) *ideologel, ideolojik(el)*

**IDÉOLOGUE** (19°) *ideologour* m.-ion f.1 (ad. – fig. & péjor<sup>t</sup> > *rambreüs*)

**IDES** (12° < lat. Idus Martia < eidus - étrusque / iddha sanskr. (jour) clair ; C. *id*) *hanter ar miz* (*gant ar Romaned*) : les ides de mars *hanter miz Meurzh* (& *Kala(n)* calendes / gall *calan gaeaf* : *kala goañv*)

**ID EST** (lat. > angl *i.e.* = c.-à-d. > *d.l.eo*) =

**IDIO-** (gr *ἴδιος*, *idios* : propre, particulier) =

**IDIOLECTE** (20° < angl. Ling.) = *idiolekt* m.-où (& gall *tafodiaith* > *teodyezh f.-où*)

**IDIOLECTIQUE** (rare Ling.) = *idiolektik(el)*

**IDIOMATIQUE** (19° - gaul.-celt. (cit)bio / ie - cf. *Cymraeg byw*) *BEO° / BEV\** : *brezhoneg bew<sup>e</sup>*

**IDIOME** (16° < lat.-gr *idioma* / angl. *idiom* expression idiomatique – gall *ieithwedd* : *'yezhez*', irl *caint - cor cainte* > *cant* angl., basq *hizkuntza* < *hitz* : *ger* ; GR *yez* : l'idiome breton de Vannes *yez guñnedis*) *YEZH VEW<sup>e</sup> f.* : *Brezhoneg Yezh vew<sup>e</sup>*

**IDIONYME** (rare) = *idionim* m.-où

**IDIOPATHIE** (17° Med.) *idiopatiezh f.-où*

**IDIOSYNCRASIE** (16° < gr *ἰδιοσυγκρασία* *idiosunkrasia* tempérament particulier < *ἴδιος* *idios* propre, particulier, *σύν / sún* - ie - avec, *κρᾶσις* *krâsis* mélange – gall *cymeriad-au* : *kemer(iad)-où*) *temz-spered* m.-où-

**IDIOT,-E,-MENT** (12° < lat.-gr *ἰδιώτης* 'simple particulier' & 'toi-même !' – irl *amaid* ; C. *idiot*, GR *diot* & *diodès*) *DIOT* /djɔt/ (Ph) ad., m.-ed f.1 : *ur spered diot, diotes<sup>e</sup> ma oa-hi* (& *diodez B.*), faire l'idiot *DIOTal* : *dihan 'ta da ziotal !* (Pll / *riotal, diriot !* & cf. Big<GG *arziot / amziot* Prl : *amiot* & *bleup, glèp, skleup / bleup, glep, kleuk, klouk* & var. Ph : Li<YR *lamprezenn / lamproie*) ; regarder d'un air idiot (comme les vaches W<Drean) *gober loñsoù / sellet diot, droch(-pik)*

**IDIOTIE** (18° / ad.) *DIOTIS* f.-où : *an dra-se zo diotis* (Pll<PM / une) *DIOTAJ* m.-où /-achoù (Prl *amiotaj* & *amoed-*)

**IDIOTIFIER** (vb 2) *DIOTAat\**

**IDIOTISME** (16° < lat.-gr) = *idiotism* m.-où, (appr<sup>t</sup> Ling.) *TROIENN* f.-où (*yez*h)

**IDOINE** (12° < idoneus lat. : hébété > approprié - antiphrase ; v-br (*an*)*comadas*) *kevazas*

**IDOLÂTRE** (13° < lat.-gr /-latrie ; GR *idoler,-our* & *azeuler ar fals-doüeed*) = *IDOLATR* m.-ed f.1 (trad.) / *idoler* m.-ion f.1 (& cf. L *sot-pitilh g'ud*)

**IDOLÂTRER** (14° ; GR *idoli* & *azeuli* / trad.) *IDOLATRIñ*, & *idolañ,-iñ*

**IDOLÂTRIE** (12° < lat eccl. & gr εἰδωλολατρεία < εἶδωλον idole & λατρεία, latrie ; GR *idolerez*) *IDOLATREREZH*, & *idolerezh* m.-ioù

**IDOLÂTRIQUE** (16° ; GR *azeulidig<sup>ez</sup>*) : amour idolâtrique (appr<sup>t</sup> / aduler) *azeulidig<sup>ez</sup>* f.-où

**IDOLE** (16° < lat.-gr εἶδωλον : image - fantôme ; v-br *idolti* & gall, v-irl *idultaige* > irl *iol* / *idolo* basq.; C. *idol* = gall & *delw*, GR *idol*, prêtres des idoles *ministred an idolou*) *IDOL* m.-où/-enn-où : *adoriñ idoloù*, le temple des idoles *idoldi* m.-où & l'idole des jeunes *idol ar re yaouank*

**IDRIS** (NP & NL mont. – gall. *Cadair Idris* & div. *Cadair* / NL Arrée (*Tuchenn*) *Gador*) =

**IDRIS(S)I** (NP اللدريسي : El Idrissi / Edrisi & géographe *Al-Charif al-Idrisi* Ceuta Maroc 1099- : première carte de Bretagne 1154 – BT *ArMen* n° 39) =

**IDULTE** (GR – NP & saint Idulte) > *ILDUD* (& *Aber Ildud*, *Lanildud*)

**IDYLLE** (17° < it. - lat.-gr εἰδύλλια < εἶδος image > petit poème ; gall *bugeilgan* poème - bu... ie) *bugulgan* m.-où ; (fig. 19°) *karantez berjelenn* f.-où

**IDYLLIQUE** (19° appr<sup>t</sup> – gall *canig*) *bugulganig* /-ik\*

**I.E.** (Rob. & angl.) > ID EST

**IENB** (arg.-verlan) > BIEN

**IENCH** (arg.-verlan & yenche) > CHIEN

**IEN-CLI** (arg.-verlan - rap) > CLIENT

**IEP** (arg.-verlan / pede gl V *treide*) > PIED

**IF** (11° < gaul.-celt. *iuos* / *eburos* & NL Les Iffs 35 / Iffiniac, Yvignac 22 & Yves / *Eozen* < *eo\don*, v-irl *eo*, gall *ywin* & v-br *iuguinenn* /*iwinenn*/ LF 500, C. *iuinenn*, GR *ivinenn-ed,-ou*, *coad ivin* & lieu à ifs *ivinecq*) *IVIN* m. & coll.-enn-ed,-ou : *koad ivin*, *un ivinenn* (& *ur wezenn ivin*), *Kernivinenn*, *Roznyvinen* NP, *NF Nivinen* ; lieu à ifs *IVINEG* f.-i,-où (cf. Ph *ivin* / *iwin* ongle & Ph *evor* bourdaine & NL *Evorit* / *bourdinière*) ; NL Les Ifs (35 gallo Les I'ffs / coll.) *an Ivin*

**IFFENDIC** (NL 35 - 12° *Hilfintic* / *hil* NP & dim. ?) = *If(f)endig*

**IFFINIAC** (NL 22 – gaul.-celt. *iuos,-in* & -iac / *ivineg* lieu à ifs & cf. Yvignac-la-tour 22 & prénom Yves & dér.) *Ivinieg*

**IGER** (NF Teleg. 22-OF / Hyères, Yser & NR Isère gaul.-celt. *isara* (l')impétueuse / ferrugineuse) *an Ijer* / *Ïyer* (& *Ster Iar* - NR T - Le Yar)

**IGIGABEL** (NF Go / NF Cabellec,-ic, Cabillic, Daugabel & Cabelguen / NL Cabellou > *KABELL*) = *Ijigabell*

**IGLOO**, **IGLOU** (19° < inuit : maison) *un igloo* (& *un ti inuit* / *eskimo* terme non p.c. > injurieux)

**IGLOU** (Lar. - basq. < esp. - var. - *ighu*) > IGLOO

**IGNACE** (NP saint & basq. *Iñaki* - *Sabino Arana* 19° / *Ignatius* lat. < *ignis* / feu & arabe – C., GR *sant Ignéau*, *merzer*) *IGNEO* (& NL *Plouigneo* / *Plouigno* Ti)

**IGNAME** (16° < portug. < Afr.) *ignam* m. (& coll.)

**IGNARE** (14° < lat. - *ignarus* - ne sachant) *DIZESK* : *n'eo ket braw bezañ dizesk* / *DIC'HOUIZ* (& "*dihouilh*" PhS / *dihouï* - Wi), (quolibet & titre) *MAB-AZEN* m.-où

**IGNÉ,-E** (15° < ignis lat.) *TAN* : matière ignée *danvez tan* (NL & NF *Kerdanet* & *Pont-losket*)

**IGNES** (NL < lat. *Ignis*) =

**IGNEUC** (NL *Saint-Igneuc* – *Jugon* 22 < *Ignoc* NP < v-br *Iunioc* < *Iun-* – BT) *Sant-Igneg*

**IGNI-** (*ignis* lat. - gl v-corn *tan* – D 248 - ie slavon *ogn* feu, sanskr. *agnis* feu et dieu du feu) =

**IGNIFUGATION** (20° - n.vb. : *an*) *DIDANIÑ*

**IGNIFUGE** (19°) *DIDANER* m.-ion (& ad.), (plaque) *TUL(EV)IGENN* f.-où (W & *dibober*)

**IGNIFUGEANT,-E** (20°) *DIDAN*, (couche ignif.) *TOKENN* f.-où

**IGNIFUGER** (vb - *ignis* lat. & fuga / fugue, fuir) *DIDANAñ,-iñ* : *didanañ ar pod-fer*

**IGNIPUNCTURE** (19° - appr<sup>t</sup>) *BERIOU TAN* (pl.)

**IGNITION** (14° < lat. - n.vb. : *an*) *TANIÑ* / *TANIGENN*...

**IGNOBLE,-MENT** (17° < lat. : non noble – gall *gwael, isel* ; GR *argarz / argas*<sup>s</sup>) *ARGARZH*, (appr<sup>t</sup>) *DIVALO-MEZH* (T<JG / *DIVALAV*\* & *mezher vro, mezh e dud* - cf. Ph *hudur sordide*) ; ignoble individu *tamm mat a deil* (T<JG-Ph & *ur bern teil hennezh* !)

**IGNOMINIE** (15° < i(n) / (g)nomen lat. ; GR *dismegançz-ou*) *DISMEGAÑS* f.-où (& *un argarzh* !)

**IGNOMINIEUX,-SE,-MENT** (15° ; GR *dismeg-*) *DISMEGAÑSUS* (& *argarzhus / minargas* !)

**IGNORANCE** (12° & inorance < lat. – gall *anwybodaeth*, irl *ainbhios, aineolas* & gaul.-celt. an(mat-) / uid- & uissu ; C. *digouzeuz, ignorancc*, GR *inorançz, diouizyeg<sup>u</sup>ez* – en général) *DIANAOUDEGEZH / DIC'HOUIZIEGEZH* f.-ioù, dans l'ignorance *en dic'houzvez (a / eus ud)*, (parf.) *IGNORAÑS* f.-où & *inoranted* f. ; il était dans l'ignorance de ces choses (trad. Ph) *da c'hoût 'oa an traoù-se dezhañ (& azenerezh, (en) amzivin / entre mar & entremar)*

**IGNORANT,-E** (13° & inorant 16° < i'gnor- lat. ; GR *dic'houzvez, diouizyecq & tud innoyant* – en général) *DIANOUEG* / (de) *DIC'HOUIZIEG (DIC'HOUIEG /-EK\**, *DIC'HOUEZ* ['dihuj] usu<sup>t</sup> PhS "dikouilh" / "dihouï" Wi - m.) : *tud dic'houizieq\*, un dic'houi'* & *dijouilh* ! (Spt - PhS) & *dic'houzvez (a, eus ud)*, (parf. Ph - insulte) *IGNORANT* ad. & m.-ed f.1 : *hemañ zo ignor<sup>ant</sup>* /i'no.rn/ (Pll & *un i(g)norantenn*)

**IGNORANTIN** (18°) *IGNORANT* m.-ed f.1 : *ignorant so 'hanoc'h* ! /i'norn/ Ph que tu fais ! & (*un*) *ignorantenn* f.-ed (sens m. / *frerien dic'houizieq*)

**IGNORANTISSIME** (GR *innorant meurbed & qeuneudenn-ou, penn-bizyer* - métonymie) = *PLANKENN* ! - (GR) *KEUNEUDENN* f.-où / *PENN-BAZH* !

**IGNORÉ,-E** (pp / ad. & pp) *DIANAV /-EZET - DIZANAV /-ET* (Prl)

**IGNORER** (14° < ignorare lat. < i(n) / gnarus – cf. ALBB n° 11 & 234 ; C. *ignoraff / gouzuout* – en général) *DIANAVout\** / *DIZANAVein* (Prl) : ignorer la loi *dianavoud al lesenn<sup>e</sup>* ; (ne pas savoir) *DIC'HOUZout\** / *DIC'HOÛD<sup>e</sup>* (ud) & *ignorañ,-iñ* ; j'ignore *M'EN DARE (hag-eñ - L)*, *N'OUZON DARE* (Ph > *n'oun dare 'hanon / n'ou'n dare hag-eñ 'ta, tay / teuy*) & il n'ignore pas *n'ema ket da c'hoût gantañ (& n'ema ket da c'houzout dit !)*, je l'ignorais ! *da c'houzout din e oa* (T<JG), tu n'ignores pas (litote) *n'out ket hep goût / 'ouz' a-walc'h* (Ph en incise / T *evel 'ouzout*), vous ignorer *gober kalavern (ahanoc'h - Wi<PYK)*

**IGUANE** (16° & iuana < esp. *iguana* - arawak - basq *iguana*) = *igwan* m.-ed

**IGUANODON** (19° / reptile fossile) =

**IGUE** (Quercy *igo* = aven < gaul.-celt. & NL Pont-Aven etc.) =

**IGUERANDE** (NL 71 & Aigurande - Ussel, Eygurande, Ingrandes & var. < equoranda : limite territoriale gallo-romaine < gaul.-celt. *randa rann / Evran* & ico- / \*(p)eku - ie > pecun- lat. - fortune venant du bétail - D. / *saout & swllt* gall < solidus lat. & sol, sou) =

**IKAT** (malais : étoffe) =

**IL** (9° < ille lat. : celui-là ; v-br-gall *em* > *eff* m-br & gall *ef*, v-irl *sem*, C. *eff* icelluy, GR *eñ* – cf. ALBB & NALBB) *EÑ /ë/* var. (*H*)*EÑ(V)* /hëw/ Ph (Taldir & 19° *hen*) : il me disait (lui) *eñ a lare din*, (lui) il chante bien *eñv a gan braw<sup>e</sup>*, il est là ! *ase ema-eñv<sup>e</sup> > aze emañ\** (l'emploi du pronom sujet ou affixe est une forme d'insistance / formes conjuguées S3 *lared a rae din, kanañ a ra braw, ase ema<sup>e</sup>*) ; il y a (en 2°) *ZO < SO* (gall *sy(dd) / is* irl. < relatif gaul.-celt. *PYL* est-io) : *tud so, amzer zo (& 'zo ket ! - Tu - 'y a pas / KLT-W n'eus ket)*, (parf.) *EUS : bremañ ez eus plas, tud 'z eus* (L), (forme d'insistance : de fait il y a bien) *BEZ' ZO / SO : ya, bez' zo sukr, bezañ 'z eus arc'hant* (L), *bout so !> bou-so* (W & Ku / *boud<sup>e</sup> a ra > bou-ra & bezañ a ra* il existe / *be'a 'ra ket !*) ; il pleut *glaw a ra (anehi<sup>e</sup>)*, il fait froid *yen eo (anezhi / tomm eo !)* ; il (le) faut *red<sup>e</sup> eo*, il (le) faut (bien) ! *daw ('walc'h) eo !* (Ph) & (affixe) dit-il *emezañ & eme-eñv (emezi, emezo) / emezit-hu > mitio, mutu* (Pag. Li<GK / Ph<AT...)

**ILANG-ILANG** (19° & ylang-ylang - tagalog lang. Philippines < Indonésie & Madagascar) =

**ILDARAI,-E** (hab. l'île d'Arz pl. - cf. ALBB pt 76 & 19°<PL) *Arzhis<sup>e</sup> / ARZHIZ\**

**ÎLE** (12° < insula lat. < in sola ? / ex-sul, præ-sul -Littre – ie all. *Insel* & *inis* celt. NL *Inish*(more) gael-irl., gall *Ynis* & *river-meadow*, v-br & NL *inis* > *enes*, C. *enefenn*, GR *enes, enesenn-ou* & *an enes hir, an enes cren*) *ENEZ* f.-où (surt. NL *Enesou, Nénesse, Ninijou / riv. & Wu* 19° / Arz, île sans bois *un inis hemp koet*) & *inizi* (& *an Inizi* ex colonies - Antilles) / (une île) *ENEZENN* f.-où, (en nombre) *enezeier : mont d'an enez*, (NL) *an Enez eus tu Plougêr (etre ar c'hanal hag Ster Goz)*

& Enez Eus<sup>a</sup>, Enez Groe, Enes Sun, Enes Tudi, Enez Vaodez, Enez Vaz(h), Enez Vriad & an Enez veur & (Pleumeur-Bodou<HB) Île au Mouton Enez-Dañvad, Île du Renard Enez-Lern (HB) & Île Roc'h ar hon - Trieux) enez Roc'h ar c'hon, l'Île brûlée (Pleumeur- Bodou) an Enez Losket ; au bord de l'île war vordig an enezenn, enezennoù bihan, inizenn Houad (NALBB n° 004), Ile-aux-Moines Iniz (V)enac'h (en Izenah), Ile d'Arz An Arzh (& Ar'his<sup>e</sup>), Ile d'Hœdic An Edig (& Belle-Ile-en-mer W ar Gerveur & Gavrinis, NL Nenes, Nénesse, Ninijou etc.) ; Ile de France Enez Frañs (& الجزيرة : el-(d)jezira (el-arabiyya) - île > Péninsule arabique, NL Algesiras, Alger & Algérie 'el-Djezaïr')

**ILÉON** (16° Med gr ειλέω 'eileon' : je roule, tourne / e punan - dibenn ar vouzellenn voan) =

**ÎLET** (NL anc<sup>t</sup> & Lislet etc. & cf. NF Inisan, Ninijou NL) *INISIG* (f.-i,-où / Inizan - NF pl.-ed)

**ILIADE** (gr Ἰλιάς / Iliás > Ἰλιάδα / Iliáda < Ilion NL: Troie en Ionie, act. Turquie – épopée troyenne attribuée à Homère ; C. *Iliades*) = an *Iliad* & (Ronsard 16° « Je veux lire en trois jours l'*Iliade* d'Homère ») *Me a venn en tri dez lenn Iliades Homer*

**ILIAQUE** (16° / ilia flancs : os iliaque askorn) *KORNLES<sup>e</sup>* & (parlant des flancs de vache maigre – Brec'h Wu<Drean ur vuoc'h treut he deus "divgorn ag an daou benn" ('cornes' d'os duel f. / flancs he divgoStad & Ku<JLR diw vuoc'h hag i treut !)

**ÎLIEN,-NE** (19° propre au littoral breton Rob. & OF / insulaire & cf. NALBB n° 005 hab. Sein, Sénans enezourien) *ENEZOUR* m.-ien f.1 (& cf. Ouessantais.es et Molénais.es Eus<sup>a</sup>añis ha Moulis Enes, (Roc'h) Briadis (Go Bréhatins / Roc'h Plouigis<sup>e</sup>), Bazhisien (L), & Edigis, Houadis, Groaeis (Groisillons), tud ar Gerveur (W Belle-Isalais.es), tud Enez Veur (T)

**ILIS** (NL Coz ilis - Plestin sanctuaire gallo-romain / S<sup>t</sup>-Efflam, NF Cozilis - Are & Kerillis - Arz, Kernilis, Brennilis - m-br ilis < ecclesia lat. & eliza basq. NL / gall eglwys, irl eaglais / cill NL Kil-) > ILIZ\*

**ILL** (NR Als. & Autriche – Rob. NP cf. ILLE / ÎLE) =

**ILLE** (NR 35 - Insula & Isla 11°, Ysla 1230 & Yle 1302) *Ster-III* ; Ille-et-Vilaine *III-ha-Gwilen* (& tud Ill & Gwilen Brétiliens - 21° / appr<sup>t</sup>) *BRO ROAZHON* & departamant Roaz<sup>h</sup>on

**ILLÉGAL,-AUX,-E,-MENT** (14° < lat. / legalis ; C., GR pp berzet) *BERZ* (eo) ad. (& f.-où) : berz eo dastum anezho ; *ENEB-LEZENN* (& 'maez-al-lezenn hors-la-loi), dilezenn (& direizh irrégulier)

**ILLÉGALISATION** (esp. / HB : Herri Batasuna ; C. vb berfaff – n.vb. : ar) *BERZAN* (H.B. / ud)

**ILLÉGALISME** (néol. / lex, legem lat. - v-br gl Reith > DI<sup>REIZH</sup>) = *illegalism* (m.-où)

**ILLÉGALITÉ** (14°) *BERZ* f.-où : da vare ar verz (L & Tu<HL / récolte de goémon - trad.), (infraction – esp. M.C. - el quebra ley) *TORR-LESENN<sup>e</sup>* m. & dans l'illégalité a-enep d'al lezenn

**ILLÉGITIME,-MENT** (15° lat. ; gaul.-celt. rextu - ie & v-br Reith gl Lex loi lat. ; GR dilegitim & fals dimisy) *DIREIZH(IG)* ; enfant (né au hors de la norme maritale) *LAERADENN* f.-où, nid de poule dans talus Li<YR neich > neizh-bodenn m.-où, enfant naturel bugel diwar an ävantur Ph<MA / avo(u)ltr-enn, bastard NF : me ar Bastard ! – n'eo ket tamm ebet falloc'h) ; compagnon illégitime pried kleiz (& kamarad kleiz amant – Luzel 19° & cf. NF Abéguilé Abegile < mab egile & NP v-br Piuédad - piu e dad ? / Mallégol, Mallégas - enfants à abandonner d'urgence)

**ILLÉGITIMITÉ** (18° - dér.) *direizhegezh* f.-ioù

**ILLETTRÉ,-E** (16°-18° / littera lat.) *DISTUDI* : unan distudi (& diskol inculte, dizesk / calq. AB<MM & semi-illettré / NF Laënnec 19° 'anlenneg' & trad.T<DG : desket lenn war ur planken ledan : damzesket)

**ILLETTRISME** (20° - appr<sup>t</sup>) *DISTUDI* m.(-où) & *Addeski* (asso. Morlaix) lutte contre l'illettrisme *Addeski a boagn da lakat tud da ziski lenn...*

**ILLICITE,-MENT** (14° < lat. & licitus < licet ; حرم harem / halal) *inlis<sup>s</sup>it* (trad. & direol)

**ILLICO** (15° lat. < in & ablatif de locus ; NALBB n° 78 tout de suite) *DIOUZHTU-DAK !* ; illico presto *A-BENN-KAER* (Prl / Go dipa-dapa dare-dare & Li<YR) *PAEa TRUMM zo paea dustu<sup>o</sup>*

**ILLIFAUT** (NL 22 / Fou : Hêtre BT & cf. Barafot Go / Le Faut...) *ILIFAOU*

**ILLINOIS** (NL /'ilinoj/ USA < algonk. : guerriers & supérieurs – Rob. NP) =

**ILLIMITÉ,-E** (17° < bas lat. ; GR didermen - v-br ers) = *DIHARZ* ad. (& m.-où) : an oabr diharz

**ILLISIBILITÉ** (19° - dér. < Taldir 1913) *dilennablentez* f.-où

**ILLISIBLE,-MENT** (17° / lire len<sup>n</sup>) *DILENNAPL\** & écriture illisible *skritur* (ha) n'haller ket lenn, (kartenn) *DISTUMM*

**ILLOBRE** (NL Esp < \*Illo-briga - celtibère : hauteur D. / Ill- & Bré) =

**ILLOCUTOIRE** (ad. / loqui lat.) *DIGOMZ* : actes illocutoires *aktoù digomz* (MMt)

**ILLOGIQUE,-MENT** (19°) *DIBOELL* : paroles illogiques *komzoù diboell* (& *dizeeun / espoell*)

**ILLOGISME** (19° < gr λόγος logos : discours > logique / v-br-gall *puill*, irl *ciall* - NL) *DIBOELL* m.-où (NL Pll Milin *diboelloù* > *Mi'n boellou* - *Koad Frew* - dit Moulin-Raget / *arrajet* enragé) ; (un illogisme - *un*) *DIBOELLADENN* f.-où (& *diboellamant*)

**ILLUMINATIF,-VE** (GR *sclæryus* : ar *vuhez sclæryus*) *SKLAERIUS*

**ILLUMINATION** (14° < lumen lat. & lux - ie / *luc'h-* ; GR *sclæridig<sup>uz</sup>*, *sclæradurez*) *SKLAERIZION* f.-où : *sklaerizion Doue* (W / clarté Ph & éclaircissement-s *SKLËRIJENN*) ; une illumination *SKLËRIJENNADENN* / *SPLANNADENN* f.-où (syn. Prl) ; (coll.) *SKËRIJENNADEG* f.-où & 2 : *sklêrijennade<sup>g</sup>ier Nedeleg*, *GOULAOUEREZH* m.-ioù (*e-leizh*)

**ILLUMINÉ,-E** (16°) *SKLAERIZIONET* : *unan sklaerizionet* (W & cf. KLT *sklêrijennet* éclairé) ; (fig.) *PENN-KOLLET* m.-où (NF *Pencollet* & cf. *Bervet* / *penn-bervet* tête brûlée) = *un* 'illuminet' (*evel JLM*), *SKOET (LIB' / -NET)*

**ILLUMINER** (12° < lat. - lumen, luminis ; C. *illuminaff*, GR *sclæraat*) *SKLAERIZIONIñ* : *sklaerizioniñ ar bed* / *SKLËRIJENNAñ an douar* (Ph-T & trad.) : illuminer leur vie *sklêrijennañ o buhez*, m'illuminer l'existence *sklêrijennañ ma zamm buhez* ; (s')illuminer (éclairs *Go<FP*) *SKLAERiañ*, *SPLANNiñ* (Prl) / *TARANA*l (Ph / Li) ; *GOULAOU(ENN)iñ* (W<Heneu-GB) : le jour s'illuminait *edo / e oa an deiz o c'houlouaouiñ* (Ph / *goulou-deiz* & *sklêrijenn an de'* - syn. Pll)

**ILLUMINATI** (21° / US) =

**ILLUMINISME** (18°) = *an illuminism* m.-où

**ILLUR, ILLURIC** (NL Morbihan - îles du Golfe & m-br *illur* / *eghur* gall.) = les fours à sel d'illur *fernier halen Illur*, *gwin gwenn Illurig* (vers de Mgr Le Joubieux 19°)

**ILLURIC** (NL île - Morbihan - 0,1 km<sup>2</sup> / Arz) > **ILLUR**

**ILLUSION** (13° < lat. - vb ludere & gall *rhith* / *twyll*, irl *seachmall* ; GR *tasmant* / C. 'fantomfe') *TOUELL* m.-où : c'est une illusion *an dra-se zo un touell* (& vb, dér. "touellwel" illusion d'optique), *RICHENN* f.-où : *ar re gozh hag ar veleien*, *ar re-se zo gante richennoù* (trad. Dp ils se font des illusions & Are-Ph / *boem*, *saouzan* hypnose, *sorb(i)enn* chimère, *sorc'henn* obsession)

**ILLUSIONNER** (19° & s'illus.) *TOUELLañ,-iñ* : *en em douellañ a rit !* (vous vous illusionnez !) ; (donner des illusions à q<sup>un</sup>) *SODiñ (ub - T<JG-Ph)*

**ILLUSIONNISME** (19°) *TOUELLADUR* m.-ioù

**ILLUSIONNISTE** (19°) *MANIFIKODER* m.-ion f.1 : *ur broder, ur roder hag ur manifikoder...* (rim. T / brodeur, charron & ill. / *toueller*)

**ILLUSOIRE,-MENT** (14° < lat.) *TOUELLUS* : *promes<sup>e</sup>eoù touellus* / (*komzoù*) *TOULL*

**ILLUSTRATEUR,-TRICE** (19° < illustrator,-trix lat. - agentif) *SKEUDENNER,-our* m.-(*er*)ion f.1 (& *imajer, tres<sup>e</sup>er*)

**ILLUSTRATION** (15° < lat.) *SKEUDENNEREZH* m.-ioù : *skeudennerezh ar gontadenn*, & (abstrait) *skeudennidigezh* f.-ioù ; (image) *SKEUDENN* f.-où (& coll. / statues *skeud ar sent*)

**ILLUSTRE** (15° < lat. ; gaul.-celt. maros - ie : *meur* ; GR *illustr*, *brudet-bras* / NL *Illur*, *Illuric* & m-br 16°) *illur* : *Mari, mamm illur*, *BRUDET-DREIST* (& *brudet dreist an holl vroioù - kan.*), (*tudennoù*) *meur* (& *den meur, lec'h meur* / *MEUR* a...)

**ILLUSTRÉ,-E** (19°) *SKEUDENNAOUE*T (pp > un illustré : *ur*) *skeudennaou(ed - & pl. /now/)*

**ILLUSTRER** (16° < lat. - gall *darlunio* < *lun* - luna ; GR éclairer) *SKEUDENNAOUIñ* (*levreier* / *skeudenniñ* figurer, représenter) ; (par des exemples éclairants) *SKLËRIJENNIñ* (*ud / ub* Ph renseigner) ; (fig.) *REIÑ BRUD (da ud)* ; s'illustrer (fig.) *GONIT BRUD* / *TAP' BRUD*, & dont *illur*

**ILLUSTRISSE** (15° < it. ; GR *illustr* *meurbed* : *Escop a G<sup>u</sup>emper*) *illur kaer* (dim. NL *Illurig*)

**ÎLOT** (17° dim. ; GR *enesenn-dour* /-vor & dim.-ig) *ENEZENNIG* f.-où, (fig. - de) *ENEZENNAD* f.-où, îlots de verdure (dans un pré - là ou ont déféqué les vaches) *DRU<sup>Z</sup>ADENN* f.-où (*ar park*)

**ÎLOTAGE** (20° / police - n.vb. : an) *enezennadiñ*

**ILOTE, HILOTE** (16° < gr Εἰλωτες Heilôtes - homme de Helos en Laconie, esclave des Spartiates / gaul.-celt. cactus / captus lat. > gall *caeth* : *kaezh-ien* f.1 & *keizh*) = (*h*)*ilot* m.-ed

**ILOTIER,-ÈRE** (19° - policier / îlot) > *enezennadour* m.-ion f.1



**ILOTISME** (19° < gr / *kaezhnezh*) = *ilotism* m.-où

**ILS** (P3 sujet & elles – celt. & v-br *i* – ie & m-br *i*) *I* : ils le prétendaient *i a lare se* (Ph & *hè* - syn. - eux, ils le savent & elles... *i a oar & hag i* > 'g i W / formes (d'emprunt) vb *int* : *INT-I* /in'di/ LT : les voici L *setu int-i*), (affixe, v-irl) *HE* /hè/ Ph & Prl > <sup>hiè</sup> : où sont-ils bien ? *pelec'h 'ma hè ? / emaint* (usu<sup>1</sup> - cf. *GANTE* < *ganthe* / pronom objet : *d'o c'haout & kaoud anehe / anezho*)

**IMAGE** (12° < *imagine* lat. / *imago* : portrait / vision ; celt. & v-br-gall *delu-*, v-irl *delb* statue / v-br *scot* & v-irl *scàth* ombre ; C. *Imag*, GR (*l*)*imaich-ou*) *SKEUD* coll.-enn-où (& *skeudoù*) : images des saints *skeud ar sent* (T<JG), leur image en reflet *o skeud en dour* & (Mat.<JM) image directe *skeudenn eeun* & (Lit.) *skeudenn-lavar* (Diwan), image imprécise *DAMSKEUD* (coll.-enn & esquisse / *dremmskeudenn* & silhouette), image de soi *emskeudenn* (Diwan), (trad.) *IMAJ / LIMAJ* m.-où /-achou (& *lumach*, *lumechou* - var. Prl) & coll.-enn-où : on leur donnait des images à l'école *imajennoù a veze roet dehe er skol* ; l'image vivante (de q<sup>un</sup>) *an ui / ar vi diwar e dad* (& Ph *pimpatrom e dad*) ; images d'Épinal *imajou merser(ion)* ; image mentale *skeud(enn) spered* ; image de marque (cf. Helias - titre - *Eun ano bras*) *AN<sup>v</sup> MAD* m. *anoioù mad* : *da goll o anv mat\**

**IMAGÉ,-E** (17° - pp) *SKEUDENNET(-KAER)*

**IMAGERIE** (13°-19°) *IMAJEREZH* m. & f.-ioù : L'Imagerie (Lannion) *an Imajerezh*

**IMAGIER,-ÈRE** (13° & GR *imager* (*l*)*imaicher-yen*) *IMAJER / LIMACHER* m.-ien f.1 (& ad.)

**IMAGINABLE** (13° < lat. ; GR *a aller da sounjal & qement droucq a ouffac'h da soungeal / geonceo*) = (*traou - hag*) *a c'haller faltaziñ / a oufed da ijinañ*, (possible et imaginable) *SEIZH* : *ar seizh amzer / ar seizh awel, he seizh gwellañ / he seizh pos<sup>s</sup>ubl* & tous les livres imaginables (fam<sup>t</sup> T) *kement (mallozhdoueenn) levr*

**IMAGINAIRE** (15° < lat. ; GR *faltazyus*) *DIWAR FALTAZI / DRE FALTAJI* : animaux, objets *loened diwar faltazi, traou diwar faltaji* ; malade imaginaire (adage) *TERM-TERM* ('*h a da gozh* T<JG / Li<YR / Ph-T) *KAMM KI PA GAR* (adage / Molière 17° > *Ar c'hlañvour war e veno*), & *droug-bouzelloù en e gein* (W<Drean) ; très largement imaginaire (*ya*) *e skouarn ar c'had !* (Y.Gow<HB) ; (Mat.<JM) imaginaire pur *imajinar pur*

**IMAGINATIF,-VE** (14° < lat. ; C. *imaginer*, GR *iñginus*) *faltazius / ijinus*, (n.) *faltazier* m.-ien f.1

**IMAGINATION** (12° < *imaginatio* ; GR *faltazy*) *FALTAZI* f.-où (tous sens) : dans son imagination *en e faltazi*, ils ont pas mal d'imagination *faltazi* (& *faltaji*) *a-walc'h o deus-int*, (parf. & du génie / mécanique) *IJIN* m. (T<JG *gwelloc'h ijin evid kabas<sup>s</sup>ite / itrik en deus* une imagination perverse)

**IMAGINÉ,-E** (pp) *FALTAZIET / IJINET* (*penn-da-benn*) & *imajinet*

**IMAGINER** (13° < lat. vb *imaginari* < *imago* ; C. *imaging*, GR *songeal* & s'imaginer *lacqat en e benn, en e spered, en e sonch*) *FALTAZIañ,-iñ,-o* : il s'est imaginé cela *an dra-se zo faltaziet gantañ, PLANT' EN E SPERED* : *plantet en deus an dra-se en e spered* (& *laket en e benn, en e soñj*) = (popul<sup>t</sup>) *IMAJINAñ,-iñ,-o* : *ne'm eus ket c'hoant d'imajino* (j'ai pas envie d'imaginer) ; il s' imagine (que) *KREDiñ a ra dezhañ (eo gwir)*, j'imagine (qu'ils étaient rares) *MOARVAT\** : *moarvad ne oant ket gwall stank* (& *ijinañ*, s'imaginer le pire Ph *ambren* broyer du noir / *lonkañ soñjoù du*)

**IMAGO** (19° lat. : imitation, portrait, représentation - statue, peinture, par la pensée, évocation, vision, songe & *imago mundi* gall *delw y byd* > *delw ar bed*) = *imago* (*c'hwil en e vent*) m.-ien

**IMAM** (17° < إمام guide / امام devant) *imam Brest* (m.-ed)

**IMAMAT** (18° < إمامة : *imamat*) = (& *imamiezh* f.-où)

**IMBATTABLE** (19° / NP & devises *Gournagil* : *gour na gil*, NP *Gournadeac'h* – appr<sup>t</sup>) *didrec'h* ; (prix - au plus bas, minimum) *priz IZELAN* (& *ijella*<sup>o</sup>), (*ha*) *n'haller ket kanniñ (& dornañ)*

**IMBÉCILE,-MENT** (15° - 16° le sexe imbecile & imbecille < *imbecillus* lat. : faible / corps & esprit – gall *penwan*, irl *amadán* ; GR *semp* a *spered* & *açzotet* W) *IMBIS<sup>S</sup>IL* ad. & m.-ed f.1 : *imbisil zo ac'hanout !*, (méton.) *YANN AR YOD* m.-où, *PAOTR AR YOD* m.-ed, imbecile (heureux) *LETREN* (TK<MxM < *letern / letrenn* & *Yann al Leue, Yann Banezenn, Yann Seiteg, Fañch ar Peul*, & *bajaneg nigaud, diot idiot, dispered* Ph débile, *bourjin / morjin* crétin, & Ph *bleup, glep, kleuk, klouk & loukes / louka* : niais,-e, bête, con - Go<KC & *ober 'loukes* / T<JG *genaoueg, glaourenneg, sod(ez) & buoc'h, leue, loba & jalot* & Prl *ober e Yann, gober an dall*)

**IMBÉCIL(L)ITÉ** (14° - 21° 1 ou 2 L < lat. ; m-br *imbecildet*, GR *semp*lidig<sup>ez</sup>) *IMBIS<sup>S</sup>ILEREZH* m.(-ioù / sens pl. Ph) : *ober a raent imbissilerezh* (Pll<PM), & *imbissilded* f. / *LOUKEZAJ* m. (Go)

**IMBERBE** (16° < lat.) *DIVARV\** (*divarw<sup>e</sup> & divaro<sup>o</sup> / blouc'h glabre, bouron rebondi, dibann sans poil & divleuet...*)

**IMBIBÉ,-E** (pp / ad. - préf. / *doùr*) *GOUZOURET /-EK\** : *tammoù koad gouzoureg<sup>e</sup>*

**IMBIBER** (16° < lat. / bibere ; GR *eva, suzna & iñtrâ* : *intret gad an eol – s'imbiber d'eau*)  
*GOUZOURañ,-iñ* : *gouzouret e votoù-ler (& gourdourañ immerger), (d'eau de mer) MORañ,-iñ* : *bezhin moret (& divoret / diboullet), (absorber) EUVRiñ,-o* : *pa eu(v)ra (Wi<PYK), (papier buvard) SPLUIañ,-iñ (paper / evañ, intrañ, lonkañ & soubiñ Prl & GR treanti / tre-...)*

**IMBIBITION** (18° - déverbal / n.vb : *ur*) *GOUZOUR* (m.), *MORADENN* f.-où : (imbibition du goémon de rive Tu) *ober ur voradenn d'ar pioka*

**IMBIT(T)ABLE** (20° - arg. : incompréhensible) *DIENTENT / DIANTANT* (W)

**IMBOLC** (v-irl fête début février / ablution - *im-fholc* : *em<sup>s</sup>olc'h / emwalc'h*)

**IMBRICATION** (19°) *EMPRADUR* m.-ioù

**IMBRIQUÉ,-E** (16° - pp) *EMPR(ENN)ET*

**IMBRIQUER** (19° < pp / tuiles < brique – *empr < mempr-* & s'imbriquer) *EMPR(ENN)añ,-iñ* : étroitement imbriquées *traoù empret an eil e-barzh egile, (fig.) MESKañ,-iñ (e-barzh / an eil g'egile, & douaroù meskailhet (T<JG / kemmesket, klotañ, marc'hañ Ph-T monter comme des tuiles - en "tuilage" < LJS, luziañ & rouestlañ, reustliñ & rostro (Ph s') enchevêtrer, skarvañ raccorder)*

**IMBROGLIO** (17°<it. - embrouille) *LUZIAS<sup>s</sup>ENN / LUZIADENN* f.-où : *pebezh luzias<sup>s</sup>enn (ruz) !*

**IMBRÛLÉ,-E** (19° Techn. / NL losquet & cf. NF Dilosquer) *DILOSKET*

**IMBU,-E** (14° pp vb emboire > 16° / bibere lat. ; GR *sqoët g'* – de sa personne) *LEIZH E BENN* (& *e c'henoù, e gorf, e ler...*) *a soñjou faos, & leizh e gorf a lorc'h imbu de lui-même (cf. - syn. Prl lan a fou'iaou : leun 'fougeoù), PALAS<sup>TR</sup> m.-ed & (coll.) f-enn-ed : ur pala' / ur balastrenn (Are / ampiaskenn ! < amplastrenn)*

**IMBUVABLE** (17° - boisson âcre - *sistr*) *PUT* : *jistr put (Ph-T / Prl jiStr) KRI'* (Wu<Drean foer *sistr* – dit "chasse-copain" Mael-Carhaix<JF & E<ND) *FOURJISTR* m. ; (personne "pénible" C. *hacr = hec - T) HEK\* / HEG (an tamm anehañ / anezi – m.f. & Ph bretonnisme kajus < KASUS<sup>e</sup>)*

**IMITABLE** (16° ; C. *heulius*, GR *imitabl, a alleur da imita, & heulyapl... - hag) a c'haller dezrevell / dreveziñ...*

**IMITATEUR,-TRICE** (15° < lat. - gall *efelychwr < (e)fel* : *evel* ; GR *imitator, & heulyer*)  
*DEZREVELLER, DREVEZER,-our* m.-ion f.1

**IMITATIF,-VE** (15°-18° - irl *aithriseach / vb) DEZREVELL, DREVEZ* (ad.)

**IMITATION** (13° - irl *aithris /ahr'əs'/ & danevell / é taneal - FV* ; GR *heul, squëzr – n.vb. : an*)  
*DEZREVELL, (une imitation) DEZREVELLADENN* f.-où, *DREVEZADENN* f.-où, (œuvre – M.17°, GR) *IMITAS<sup>s</sup>ION* f.-où : *Imitasion Jesus Krist*

**IMITÉ,-E** (pp) *DEZREVELLET, DREVEZET...*

**IMITER** (15° < lat. - basq. > *imita(tu) / jarraik(i)* : *heuilh, gall efelychu / (e)fel /v/ & danwaredu ; C. dezreuell raconter > Ph & v-br etlebell / danlebell & daureth, irl aithris & imitaff, M.17° imita, & GR / m-br 16° pa en danevellaf quand je le narre) DEZREVELL : imiter l'instituteur dezrevell ar skolaer (Pll usu. & al Luron 'tizrevell Giscard / T<JG direñvel & deznevell, ezrevell ur marc'h / distreñvel TK<DG / Ki danevell & narrer m-br 16°), (& simuler) DREVEZIñ (var.T difraezhañ), (bègue etc. Prl) *DESPETal*, (contrefaire, déformer les propos W<GH) *DAMBRIZein**

**IMMA** (prén. - catal. & esp. < *Immaculada*) > **IMMACULÉE**

**IMMACULÉ,-E** (15° < lat. / macula ; M.17° & GR *dinam* : *Mari concevet dinam, glan*)  
*DINAMM* : *Gwerc'hez dinamm, DIGAILHAR* : *neige erc'h digailhar, GWENN-KANN* : *lien gwennkann (& sin, glan /-glez) ; l'Immaculée Conception Gouel Maria an Azvent*

**IMMANENCE** (19° - manere lat.) = *immanañs* f.-où (& *manañs / bezañs e-barzh enni he-hunan*)

**IMMANENT,-E** (14°) *MANET, & (e-barzh) ennañ e-(h)unan* (m.) ; (justice) *justis<sup>s</sup> enni he-hunan*

**IMMANENTISME** (20° / lat. & vb *menel / MAN-*) =-ism m.-où

**IMMANGEABLE** (17° / manger - ie < "mad" ; gaul.-celt. loncate *lonket* – fruits ex. : poires / trois déglutitions & bretonnisme Pll<MG "chaquer" avant de "lonquer") *TRILONK* : *per trilonk / trelonk (& per bilibouch TK<MxM - cf. Go kaoc'h-per / kozhper), (pommes de terre Li<YR comme givrées à l'intérieur : patatez) LOR / LO<sup>v</sup>R* (Ki dégueu / veule Ph < *lovr* ladre, lépreux v-br *louor*;

m-br *loffr* & gall *llofr* : *leper*) ; (sec & indigeste - crêpes) *TEUC'H* (ar c'hrampouezh Pll<MC), & (ha) *n'haller ket debriñ*, (ha) *n'eo ket debrapl\**, & *beurk !* (ud ha) *n'eus ket a zeb' dehoñ* (W<Drean) **IMMANQUABLE,-MENT** (17° / manque - bas lat. < it. < germ. ; GR *divancq* : *qemen-ze so divancq hac açzur & hep manq e-bet* - m-br 16° litotes en incisives *hep sy, hep a sy, hep laquat sy, ne deux sy, ne graf sy, hep mar na sy*) *DIVANK* / *HEP SI* (& *hep ket - a si...*), *IM'M)ANKAPL* (TK<RKB), *KEN SUR HA TRA* / *SUR-TRE* (*dit*) : ce qui se produira immanquablement *pezh a c'hoarvezo ken sur ha tra* (& *ken ret ha mervel* / Prl *recis* : *rekis*)

**IMARCESCIBLE** /-CESSIBLE (15° < vb lat.) *DIC'HOEÑV*

**IMMARIABLE** (vb marier < maritare lat. & mas, maris - ha) *n'eo ket dimezapl\**, (hum<sup>t</sup> Lu < JCM / mariable *loan foar*) *n'eo ket ul LOEN FOAR !*

**IMMAT** (dim. < immatriculation – polic.< télé - leur immat) = *o immat*, & *marilh(erezh)* m.-où

**IMMATÉRIALISME** (18°)-*ism* m.-où

**IMMATÉRIALISTE** (18°)-*ist* m.-*ed* f.1

**IMMATÉRIALITÉ** (17°) *DIZANVEZ* / *DIVATERI(EL)* m. (cf. / NF Danvézet & Danzé)

**IMMATÉRIEL,-LE** (14° < materia lat.<-ries & "mâ" / main - Littré ; C. *Dãnez, materi*, GR *divateryal, spered oll*) *divateriel, dizanvez(enn)*

**IMMATRICULATION** (17°) *MARILHEREZH* m.-*ioù* & n.vb. (*kaieridigezh* enregistrement écrit)

**IMMATRICULER** (15° < lat. - dim. < mater - Littré) *MARILHañ,-iñ* (& enregistrer par écrit / sur cahier Ph-T *KAIERañ*)

**IMMATURE** (16° & frangl. < angl. & matus lat. / anc<sup>t</sup> meur – gall *anaeddfed, ieuanc, irl & glas* – NALBB n° 182-3) *DIVEÛR* (*diazw* / *A<sup>Z</sup>W<sup>e</sup>* & *dianeù* / *diañ'ù* non mûr - cf. NALBB n° 182-183 mûr & à point - *per blod*), (encore vert) *GLAS* ; (péjor<sup>t</sup> / enfant, personne Ph) *BAB(IG)*: *o' bab !*, *LOTIG* (E / Loth NF & C.) ad. & m.-où

**IMMATURITÉ** (16° / meur & meürté - anc<sup>t</sup>) *DIVEÛR* : *an diveür ma oa / ar GLAS* (*ma oant c'hoazh - frouezh* & cf. Ph hum<sup>t</sup> *gwaskañ war e fri ha 'tey laezh 'maese / lakat kaoc'h pichoned tomm dindan da fri ha 'tey moustachou dit !*)

**IMMÉDIAT,-E,-MENT** (15° < medius - ie - gaul.-celt. medio(lanon) NL Meslan, Melon / Milano ; C. & GR *diouc'h-tu, qerqent goude ar roüe* – NALBB n° 78 & syn.) *A-BENN-KAER* : *un efed a-benn-kaer*, (syn. Ku) *DIOUZHTU-KAER* : je n'irai pas immédiatement *n'in ket diouzhtu-kaer* (Ph & *diouzhtu-diouzhtu* /dy'sty:/ bis) & y aller dans l'immédiat *mont* (*di*) *evit diouzhtu* ; (payé immédiatement) *TRUMM* : *paeet trumm* (Li<YR & *kerkent / kenkent & kentizh, rag-eeun, war-eeun*, Prl *imberr / emberr*)

**IMMÉDIATÉTÉ** (18° / GR ar c'hentâ goude-ze) *DIOUZHTU-KAER* (m.) : *ar c'hentañ diouzhtu* « **IMMEK** » (arg.beur < أمك ta mère *mamm-te* / *Mamm-me* & *Mammig*) > *da vamm* (*dit-te !*)

**IMMÉMORIAL,-AUX,-E** (16° < lat. - ie sanskr. vb smarâmi & smrîti / gaul.-celt. menman *menn* & gr μνήμη mnémè / *eñvor* < memoria & kou<sup>n</sup> / *ankoua-*, *cof-hau* gall, irl *cuimhne* & *meabhair* ; GR *dreist memor den* & de temps immémorial *a bep amser / a beb amser* M.17°) *A-BEB-AMZER*, *A-VISKOAZH* (& *a-holl-viskoazh* de toute éternité / *da viken* & *da virviken* à tout jamais) / (T<JG) *abaoe amzer an ebestel, evid-ar-wech* (Ph > *d ar vech*) & les Immémoriaux (Segalen) =

**IMMENSE,-ÉMENT** (17° - mensura lat. - ie \*me / mètre ; gaul.-celt. > maint,-e & gall *maint* : *ment* ; v-br *ment* & C. - NF Quement, GR *divusul*) *DIVENT* : *traoù divent, bras-divent, bras-divuzul*, (adv. - *meur & bet*) *MEURBET\** : /mœr'bé.d't/ *bras-meurbet / don-meurbet, meurbed eo trist* (trad., m-br, v-br *dermor(ion)* gall *dirfawr*), (*bras, don...* - *EVEL AR*) *MOR* : (*he memor a oa*) *don evel ar mor* (*A.Braz / Marc'harid Fulup, pinvidig-mor* (Ph & *dreist-goñvor* incommensurable / *ec'hon* L étendu, Ph *frank*) ; (chose immense – Prl) *PIKOL MELL* (*TRA*) m.-où (*melloù traoù & melladoù, pezhioù...*)

**IMMENSITÉ** (14° < lat. - ie ; gaul.-celt. / *ment*) *DIVENT* m. (& *diventelezh* f.-*ioù*), *MOR* m.-*ioù* (fig.) : l'immensité neigeuse, nuageuse *ar mor gwenn*, marine *ar mor bras-divent / pikolded* f. (Prl)

**IMMERGÉ** (pp - ex. : casiers - gour- préf. - v-br & *doùr*) *GOURDOURET* : *kevell gourdoret*

**IMMERGER** (17° < mergere lat. - ie sanskr majj...) *GOURDOURañ,-iñ* ; (réserve dans une flaque) *POULLañ,-iñ* (*kregen*), (& *gouzourañ, morañ* imbiber / *divoret & diboullet* - *traoù mor*)

**IMMÉRITÉ,-E** (15° < vb meri lat. & gr μέροσ...) *DIVERIT* / *DIVILIT(ET)*, & *dizellezet*

**IMMERSIF,-VE** (17° / immersum) *SOUBIG*, & *dre soub(ig) / soubidigezh*, le modèle immersif (bilingue - *modelo D / D model* < Mackey) *model D Mackey (patrom an ikastolak, neuze Diwan)*

**IMMERSION** (14° < immersio lar. - supin /-mergere & fluctuat nec mergitur ; GR *pluñgerez* – dans l'eau n.vb. - ar) *GOURDOURAN*, (immersion d'astre) *GWASKADENN* f.-où (& *fallaenn - loar / beuzerezh*) ; (Ling. / Diwan) *soubidigezh* f.-ioù, & en immersion en français (Plz<GG - *bet, platet...*) *e-touez ar galleg*

**IMMETTABLE** (19°– vêtement) *ARRU FALL* (T<JG / Ph) *ERRU FALL, STROUILH* : *dilhad strouilh* (Ph & Ki *gwisket-droch*), & (*ha*) *n'haller ket gwiskañ / lakat\**, (*ha*) *n'eo ket lakeapl\**

**IMMEUBLE** (13° < immobilis lat. & mobiles gl v-br *lusc-ou* ; GR *madou diveubl, meubl ha diveubl*) *DILEVE* adj. & m.-où : biens meubles et immeubles *leveoù ha dileveoù*, (Droit) *FONT* m.-où, *foñchoù* (Y.Gow<HB) : celui qui reçut l'immeuble *an hini en devoa bet ar font / gwir ha font* (droit du domaine congéable - bâti / non bâti & *g(w)lad, pourprez-ioù, somachoù*) ; (bâtiment) *MELLAD-TI* m.-où *tiez* : *melladoù-tiez Roazhon* < *MELL-TI* (m.-où-tier & *batis-où, savadur-ioù*)

« **IMMI** » (inscription gaul. - ie = suis-je / je suis) *on-me*

**IMMIGRANT,-E** (18° part.prés.) *DISVROER* m.-ion f.1

**IMMIGRATION** (18° - n.vb. / vb2 *BROa* : an) *DISVROIÑ*

**IMMIGRÉ,-E** (18°) *DISVRO* ad. m.-ad pl.-idi f.1 / (pp) *DISVRO(I)ET*, (popul<sup>t</sup>) *IMIGREED* (pl.)

**IMMIGRER** (18° in- & migrare - lat. / émigrer) *DISVROiañ,-iñ* : *tud disvroiet er c'herioù bras* (var. / *broiañ* migrer, *divroiñ* émigrer & cf. popul<sup>t</sup> > an *emigreed*)

**IMMINENCE** (18° - *dar eo* > an) *DAREO* (*ma'z eo*) m., & (*en*) *darig* m.

**IMMINENT,-E** (14° < in- & manere lat. ; v-br *daruez / darvoud* - *dar* & vb ; GR *dare* & *da eo ar vog<sup>er</sup>* le mur est en péril imminent, & *e tailh da goueza* - ALBB n° 112 & NALBB n° 182-3 / à point & mûr – m-br *dareu* en danger) *DARE(O) / DAR EO*, *darig* (*da gouezhañ...*), de façon imminente (Li<YR - adv.) *A-BENN NEMEUR, PRESTIK-PREST* (KL<CG)

**IMMISCIER** (15° < lat. - in & miscere - ie / *mesc-* ; C. *emelaff* entre mettre / s' - & s'immiscer) *EN EM EMELLAñ,-iñ* (*en ud g'ub* & *en em velliñ* se mêler, *en em veskiñ g'ub*, *en em vou(n)tañ* se fourrer / *en em fourrañ en un afer bennaket* & Prl *bouto e fri e...*)

**IMMISÉRICORDIEUX,-SE** (GR *didruesus*) =

**IMMIXTION** (18° / C.) *EMELL* m.-où : *emelloù he breur*, (n.vb an) *EMELLIÑ en aferioù tud all*

**IMMO** (apocope – pub & NP - agence) > **IMMOBILIER**

**IMMOBILE** (14° < mobilis lat. & gl v-br *lusc-ou* ; GR *dig<sup>u</sup>efflusq*, *ne aller qet da flaich, parfedt, postecq* / NF Postic) *DIFIÑV / DILUSK* : *chom difiñv, DIFICH, DIFLACH* (Ph *na ne fiñv na ne flach*), (Ph telle la buse) *A-BOZ* : *ur sparfell a-boz en aer*, (*chom*) *PIK* ; rester immobile *DIFICHal* (Prl & *chom hemp fichal*) ; personne immobile *PLANKEN(N)* ad & m.-ed (Li<YR & Lu<CG fig. / faux-ami *imobil ! cinglé*)

**IMMOBILIER,-ÈRE** (15° / mobilis lat. & meuble ; GR *a vadou diveubl* – gaul.-celt. *vlattios v-irl flaith* souverain, gall *gwlad*) *glad / gwlad* f.-où : *n'en deus glad* (& *paour-glad*), vente immobilière *GWERZHIDIGEZH* f.-ioù ; (biens immobiliers) *MAD* m.-où(-leve /-annez biens meubles & Ph *peadra, talvoudegezh*), le revenu immobilier (T<JG) *ar vad eus o madoù(-leve / -annez)* ; agent immobilier *KOURATER* (*madoù*) m.-ion f.1 (& var. > *kouricher...*)

**IMMOBILISATION** (19° - n.vb. / mpanere lat. : ar) *MENEL*, (déverbal & NL Man, Van) *MAN* m. (& *manaenn ar mor* L coeff.), pl. (financières) *arc'hant g<sup>w</sup>lad* (*hag annez*) m.-où)

**IMMOBILISER** (18° < mobilis lat. & vb manere ; C. *menell* - & s'immobiliser - T & Ku) *MENEL* (base *MAN-* parf. L *MANañ,-iñ*) : viens t'immobiliser ici (T) *deus da venel amañ* (*o c'hoari boullou roull*), *manet eo da voull / ar mor* (morte-eau), (parf.) *DIFICHal, DIFLACHañ,-iñ / DILUSK-* (& *sonnañ* (se) figer)

**IMMOBILISME** (19° ; C. & GR) *digevlusk /-geflusk* m.-où

**IMMOBILISTE** (19° - unan) *digevlusk /-geflusk(er)*

**IMMOBILITÉ** (14° < lat.) *DIFICH, DIFIÑV, DIFLACH / DILUSK* m. (& déverbal, n.vb.)

**IMMODÉRATION** (15° / modus lat. ; GR *divoder / dre voder* trad. Ph) *DIVODER* m.-ioù

**IMMODÉRÉ,-E,-MENT** (15° < immoderatus lat. / modus - *mod* ; GR *divoder*) *DIVODER, dreist-moder* (*poan dreist-voder* - L 1900 / Ph *dre voder o waskañ warnañ*)

**IMMODESTE** (16° ; M.17° *gadal*, GR *divodest*) *DIVODEST* (& *diemzalc'h, digas*), *GADAL* (f.1)

**IMMODESTIE** (16° / moderari vb lat. ; GR *divodesty-ou*) *DIVODESTIZ*\*° f. (& *diemzalc'h m.*)

**IMMOLATEUR,-TRICE** (16° - gall *aberthwr*) *aberzhour m.-ion f.1*

**IMMOLATION** (13° < lat. ; v-br *aperth*, gall *aberth*) *aberzh m.-où (d'un doue)*

**IMMOLER** (15° < lat. – mola / enduire de farine sacrée ; gall *aberthu* & v-br ; GR *sacrifia* & s'immoler *rei e vuhez* : *JC en devezs roët e vuhez*) *aberzhiñ (da ub, ud & en em aberzhet)*

**IMMONDE** (13° < mundus lat. - arrangement ; m-br *last*, GR *loudour*, l'esprit immonde *ar spered lous, an droucq-spered*) *LOUDOUR / loudour-pest* (L & Ph *lo(v)r* dégueulasse < ladre, *lous-brein, hudur* sordide), (préfixé) *LASTEZ* : *ul lastez mezh* (une vilaine honte / indicible), leur immonde demeure *o lastez ti* & (ad.) *last, lastezus*

**IMMONDICE** (13° < immunditia lat. / mundus tr gr κόσμος kosmos ; GR *lousdony, mardos / last*) *LASTEZ* coll.-enn-où : *e-mesk al lastez, ur bern lastez, BURTUG* coll.-enn-où : *ur poull-burtug* (& *brutug*), (monceau d'immondices) *war ur vurtugenn*, (balayures pl.) *SKUBION* : *ur bern skubion oa a-dreg an nor* (T / Ph *skubadur*, & Prl *lo(v)rnaj*)

**IMMORAL,-AUX,-E,-MENT** (17° < lat. mores ; gaul.-celt. *besu* - moeurs *boes, boaz-* / (an)matu cal.Coligny, gall *anfad* : *wicked* & m-br *tud dimat / diuat* > guère bon Prl & *Genovefa a Vrabant* 17° *sonjou divat / guère nemat / nebeut*) *DIVAT\** / *DIVAD* : *tud divat, o buhez divat, levrioù divad* (& *divadelezh, dizonest / amoral* > *amoral*)

**IMMORALISME** (19° / NF Madec, Madoc & NL gall.) = *divadegezh f.-ioù*

**IMMORALISTE** (19°) = *immoralist m.-ed f.1* (titre de Gide / NF Madec, gall Porthmadoc) *divadeg m.-ion f.1 /-ek\** (ad.)

**IMMORALITÉ** (18°) *DIVAD m.(-où / amoralité* > « *anmoralegezh* » f.-ioù)

**IMMORTALISATION** (16° / mort... > an) *divarvelaad*

**IMMORTALISER** (16° ; GR *lacqat da ren endra bado ar bed*) *divarvelaat\** / *endra bado ar bed* ('*pado hennezh / cela a été immortalisé*)

**IMMORTALITÉ** (12° < lat. - ie / gaul.-celt. *maruos & Marusa* ; 17° *immortalitez*, GR *hirbadelez* & *immortaldeed an ene*) *divarvelezh f.-ioù* ; (n.vb. : an) *DIVERVEL*

**IMMORTEL,-LE** (13° < lat. ; m-br 16° *Mirouer de la Mort imaruel*, m-br *immortal / mortal(us)*, M.17° *immortel*, GR *immortal & hirbadus, da visvyqen, ne varv nepred, ur c'hloar a bado qehyd hac ar bed*) *DIVARVEL* : *an ene zo divarvel* (l'âme est immortelle & *immortal / im(m)ortel*) ad. & m.-ed f.1) ; (durant à jamais) *DA VIKEN* : (amour) *ur garantez da viken / (a-viskoazh) da virviken* ; immortelle (plante - hélichrysum – jaune) *MELENIG m.-où*, (statice – bleue) *GLAZIG m.-où*

**IMMOTIVÉ,-E** (19° < motum lat. - supin vb *movere* ; v-br *nepen* & m-br *a nep penn* LF) *NEB-ABEG* & (*ud ha*) *neket heb-abeg* (Pll<PM : *ne oa ket nebabeg / nes abeg*) & (*ud*) *nepenn - nep penn / hep penn na revr* (Go / lost) ; (*ub, unan*) *ha n'eo ket motivet, lusket (g'ud) / dilusk-*

**IMMUABLE,-MENT** (14° & immutable < immutabilis lat. ; GR *n'eus nemed Doüe pehiny na ne ceinch, & stardt* – gaul.-celt. *stero-* - ie / stereo...) *digemmus* (& *digemm* invariable), (appr<sup>t</sup>) *START KEN-KEN* (*war e sichenn...*)

**IMMUN,-E** (20° lat. / *immune* angl. – gall *diogel / imdhíonach* /'im'yi:nəx/ irl & /si:r/ saor ó... free from, C. *dioug<sup>u</sup>el* & v-br *-cel*) = *diogel (rag ud)*

**IMMUNISANT,-E** (19° part.prés.) *diogel(aat)*

**IMMUNISATION** (19° - n.vb. : an) *diogelaad, (an) digleñvedañ, (an) immunizañ*

**IMMUNISER** (19° < immunis lat. ; C. *diouguelhat sécuriser*) *diogelaat\**, (contre la maladie) *digleñvedañ (ub)* & = *immunizo (ouzh ur c'hleñved...)*

**IMMUNITAIRE** (20° - le système immunitaire) : *ar sistem digleñved*

**IMMUNITÉ** (13° < lat. / munus : charge, dépense etc. – gall *diogelrwydd* & C. *dioug<sup>u</sup>elroez*, GR *discarg*, les immunités de France *privileigou Françz*) *diogelroez f.-où* ; (Biol. / n.vb *digleñvel*) *digleñved m.-où,-joù* ; (Droit) *divec'h m.-ioù* : *divec'h ar gannaded* (l'immunité des délégués & *privilaj /-achoù / v-br brient* gaul.-celt. *brigant(ion)* / NP *Brigantes* < *bri* : éminence & NL Bré...)

**IMMUNO-** (immunis - lat. : exempt) =

**IMMU(T)ABILITÉ** (15° < mutare lat. & muer < mutus - muet ; gaul.-celt. *cambion kemm*) *digemmusted f.*

**IMPACT** (19° < lat. - supin im-pigere / heurt & effet) *STOK(AD)* m.-où : l'impact de l'arbre (abattu) *stok ar wezenn (diskaret Ph & tos<sup>s</sup> : choc)*

**IMPACTER** (20° néol. - frangl.) = (*broioù*) *impaktet / (drouk)tizhet gant koumoulenn Tchernobyl*

**IMPAIR,-E** (16° < im\par lat. ; GR *niver dispar & v-br ampar* – Mat.<JM) *AMPAR, DISPAR* : *c'hoari par pe dispar > dis' : war an dis' (aux heures impaires & Ph *espar, heb-e-bar / hep-he-far, impar & hep par*) ; impair et manque (jeu) > *ampar ha mank* ; (faux pas) *FALLVARCH* m.-où (& *fals-varch* faux pas) ; commettre un impair *FALLVARCHiñ**

**IMPALA** (20° antilope < zoulou) = *un impala* (f.)

**IMPALPABLE** (15° < vb palpate lat. - appr<sup>i</sup>) *FU* : *douar fu, fu evel erc'h (& bleud, poultr)* ; matière impalpable (qui fuie - fuga lat.) *FU* coll.-enn /-ienn-où

**IMPANATION** (16° < lat. / panis - pain) *bezañs Krist er bara* f.(-où)

**IMPARABLE** (17°) *DIHARP, & (ha) n'haller ket paraat*, (parf. 19° / *Ankou, maro...*) *DIREMED*

**IMPARDONNABLE** (14° < par\don ; GR *dibardon-*) *DIBARDON* : *pec'hed dibardon (eo se !)*

**IMPARFAIT,-E,-MENT** (14° < lat. - pp vb per\ficere < facere ; GR *dibarfed & diachiff, diaechu*) *DIBARFET* : *un den dibarfet (& peu sérieux), dibarfed-bras (& diachu / diechu inachevé, faotus défectif), (préfixé) BRIZH : ober ur brizh labourad d'an douar (labour approximatif) ; (Gram.) = (an) dibarfet ad. & m., & amdremenet /-ed (FK / tremenet-strizh = preterit)*

**IMPARDIGITÉ,-E** (20°) *bizeg-ampar*

**IMPARIENNÉ,-E** (20°) *stuc'h-ampar*

**IMPARIENNE** (19° / C. *Sillab*) *amparsilabenneg* m.-ed /-ek\* (ad. /-et - pp)

**IMPARTITÉ** (19° < lat. / par) *amparded, disparded* f.

**IMPARTAGEABLE** (16° / T) *DIRANN(US)* : *madoù dirann (etre breudeur ha c'hoarezed / vb)*

**IMPARTIAL,-E,-MENT** (16° - basq. > *zuzen : eeun ; gall diduedd / tu-edd & neptu*) *diuntu* : *chom diuntu (& neptu neutre ALBB n° 424 nulle part = neblec'h & nep tu = neb lec'h ebet !)*

**IMPARTIALITÉ** (16°) *diuntu* m. (& n. / vb *bout diuntu, neptu / eeunded ub*)

**IMPARTIR** (14° / part - lat. & v-br-gall *parth* / Brasparts ; v-br *rod*, m-br *dereiff / diren* C.) *dereiñ* (base *DERO-*) : ce qui nous est (régulièrement) *imparti ar pezh a vez (de)roet deomp*

**IMPASSE** (18° / pas ; gaul.-celt. *sentu & dallos* / NL) *HENT-DALL* m.-où,-chou- : *en un hent-dall (& fondrière Prl), RU DALL* f.-ioù- (& *banell* venelle, *vin dall* Go<KC & *hent born, hent dall & hent vin dall, toull-sac'h cul-de-sac & NL Traou Sac'h – T / Pll ru ar gaoc'higell*) ; faire une impasse *mont hebioù (ar programm)*

**IMPASSIBILITÉ** (14° < lat. ; GR *stad an ælez*) *DIGASIJENN* f.-où / *DIGASTED* f. (KW)

**IMPASSIBLE,-MENT** (14° / pati lat. : souffrir, gr *παθειν / pathos* - GR) *DIGAS* : rester impassible *chom digas (& diflach, diforzh, difrom /-froum* var. Ph, *diseblant(-kaer), distrafuilh*) ; Comme je descendais des Fleuves impassibles / Je ne me sentis plus guidé par les haleurs (Rimbaud – Bateau ivre 19°) *Evel ma tiskennen gant sterioù difrom-veur / Ne'n em santis ken bleinet gant nep chilkeur*

**IMPATIENTEMENT** (adv.) > **IMPATIENT,-E**

**IMPATIENCE** (12° < patiens lat. ; GR *hiræz/h* Ku-W & gall *hiraeth : nostalgia* / gaul.-celt. *siros*, v-irl *sir* / v-br-corn-gall *hir-*) *HIRAEZH* f.-où : *hiraezh da vonet (W & Wu 19° gorto get hiraezh attendre avec impatience) / j'eus des impatiences HIRNEZH* f.-où : *hirnezh 'm boa bet an dez-se, DIBAS<sup>S</sup>IANTEDE (& impas<sup>s</sup>ianted)* f., *DIHABASKTER* m.-ioù (& *brouez(enn - un) emportement*)

**IMPASIENS** (Bot. & impatiente) =

**IMPATIENT,-E,-EMMENT** (12° < lat. & vb pati ; GR *chilpus, jalus, youlus*) *CHALUS / E CHAL (da), DIBAS<sup>S</sup>IANTEDE (& impas<sup>s</sup>iant), DIHABASK, (de) MALL (da ub, g'ub) mont / ober : mall ganti, (parf. & impertinent) DIREZON\** (KW<PYK & personne impatiente) *DIVOGNER* m.-ien f.1

**IMPATIENTER** (17° & s'impattienter – GR *jala : en em jala, coll pacianted*) *DIBAS<sup>S</sup>IANTEDE, DIHABASKTERiñ, EN EM JALañ / BEZañ E CHAL (da vont), KOLL / UZañ (e damm pe e seizh) PAS<sup>S</sup>IANTEDE, (parf. KW<PYK) DIVOGNal (& Ph *direzonal, Prl 'n im chafoulein, chakiñ malis / e dorchou'r & Ph chaka' kelien)**

**IMPATRONISATION** (n.vb. - Pll & FV : ar) *FONTAÑ MESTR*

**IMPATRONISER** (16° & s'impatroniser) *FONTañ MESTR* : *ur c'hole-tar' 'fontañ mestr e-barzh an ti (Pll<PM un taureau s'imposant dans l'intérieur du boucher du Guilly & FV)*

**IMPAVIDE** (19° < lat. / pavor : peur & "pou" gallo ; gaul.-celt. obnos, gall *ofn*, v-irl *ómun* > *uamhan* /uəvən/ *fear*) **DIZAON** (& *digren, dispont, dispouren, dizouj-kaer*)

**IMPAYABLE** (18°) **DI(Z)HARAK** (Prl / E) ; (Ph) **RE ZROL** : *re zrol oc'h gant ho pragoù !*

**IMPAYÉ,-E** (18° / *dle*) **DIBAE** & (pl.) *traoù dibae(et)*

**IMPEACHMENT** (angl. < empêchement: mise en examen & vb (to) *impeach* : *ampich* / président ex. Trump – gall *cyhuddiad* & v-br *cohud* > *kehuz-*) = *impeachment Nixon / ampich (Trump) ?*

**IMPEC** (fam. Prl & W < -procureur- fiscal) **FISKAL ! / DIFISTUR** (Wi / *fistule*) ; (Ph<AT / Pll) **SAN** : *ur plac'h sañ / STENN*

**IMPECCABILITÉ** (GR *dibec 'hidig'ez*) **DIGATAR, DILASTEZ** m.-où

**IMPECCABLE,-MENT** (15° < lat eccl. / peccare – GR *dibec 'h dre natur, & ne doun get difaot*) *dibec'h* (relig.) ; (*labour*) **DIBIKOUS, DIGATAR** (*an amzer hicho - Li<YR & J.Riou / katarus*), **DILASTEZ, DIFISTUR** (W / *fistur fistule*) : *labour difistur*; (Pll - personne impeccable / sa tenue) **STENN** : *Mari a vez stenn, tud stenn o-daou (o dilhad & skizhet < he c'hoef - a Dregeriadez : femme tirée à 4 épingles & Ph<AT ur plac'h sañ > une fille impec)*

**IMPÉCUNIEUX,-SE** (17° < pecunia lat. - ie ; GR *diarc'hant(us), berr(ecq) en arc'hant*) **BERREG /-EK\***, **DIARGANT / DIARC'HANT** (désargenté & *berr an arc'hant gantañ - an arc'hant eo berr o lost* Ph-T / Prl *blankoù berr o loSt*)

**IMPÉCUNIOSITÉ** (17°) **DIARGANT / DIARC'HANT** m. (& *berregezh, berrentez*)

**IMPÉDANCE** (19° < angl. < lat. – gall *rhwystro* : *rouestl-* > /rost/) = *impedañs / ROUESTL* f.-où

**IMPEDIMENTA** (19° < impedire lat. & pes, pedis gl V 5° treide - Suppl<sup>t</sup> FV) **STROBELLOÙ** (pl.)

**IMPÉNÉTRABLE** (14° < lat. / vb & penu intérieur ; GR *didreuzus & dreist spered an den*) *didreuzus, & (ha) n'haller ket treantañ / TREUZiñ / TREUJi* (& *mont e-barzh, kavout penn dezhañ*), les voies du Seigneur sont impénétrables *doare an Aotrou Doue zo dreist spered mab-den*

**IMPÉNITENCE** (14° < lat. n.vb ar) *mervel en e bec'hed*, (appr<sup>t</sup> : en) **DAON** m., **DIBEDENN** f.-où

**IMPÉNITENT,-E** (16° < pœnitus lat. – relig.) **DIBEDENN**, (fig.) **DAONET** : *lonkerion daonet (& achu, touet)*, bavard impénitent (Wu<Drean) *ur BILH-BILH*

**IMPENSABLE** (19° / pensum) **DISKREDAPL\*** (& *digred(ad)us / usu<sup>t</sup> Ph inkredabl* incroyable)

**IMPENSE** (15° - dépense ALBB) **DISPAÑS** f.-où

**IMPER** (abrév.) **MANTELL DIZOUR** f.-illi

**IMPÉRATIF,-VE,-MENT** (13° < imperare lat. – gall *gorchymyn* & v-br *gucceminot* & corn. LF) **GOURC'HEMENN** m.-où (& ad.) : l'impératif *ar gourc'hemenn & an doare-gourc'hemenn* m.-où, & *gourc'hemennerezh* m.-ioù, (ad.) *gourc'hemennus* ; (Dr) **REKIS** : il (leur) est impératif d'obéir *rekis (dehe) sentiñ* (W & Prl > *recis*), & *ken ret ha mervel* (T<JG)

**IMPÉRATRICE** (15° ; GR *impalazrès & emp-*) **IMPALAEREZ** f.1 (cf. NF Limpalaer)

**IMPERCEPTIBILITÉ** (18°) *diheverz* m.-où)

**IMPERCEPTIBLE,-MENT** (14° < lat. < per / capere : capter – gall *na ellir ei weled*, GR *diverz, ne alleur get da verzout & hep rat den*) *di(he)verz*, (adv.) **TAMMIG HA TAMMIG** (*e vez graet e vragoù da Yannig T<JG & tammoù ha tammoù / Yannoù < tamm ha tamm e vez graet da Yann*)

**IMPERDABLE** (18° / vb perdre - ha) *n'oufed koll / DIGOLL*

**IMPERFECTIBLE** (19° ha) *n'haller ket parfetaat / (da chom) DIBARFET*

**IMPERFECTIF** (19° < pp – Gram.) *amdremenet*

**IMPERFECTION** (12° < lat. ; GR *dibarfeded, meur a sy & tech-ou (fall) DIBARFED* m.-où (& *dibarfeded* f.) ; (des imperfections) **TECH PE SI** m.-où : *m' ho peus kavet enni (abadenn) tech pe si* (Ch.LeGall - Radio-Quimerch)

**IMPÉRIAL,-AUX,-E,-MENT** (13° ; C. *empalazr* & GR *impalazr & emperyal* / سلطاني : *sulttâni*) **IMPALAER** (NF Limpalaer - Go) : *ur stumm impalaer*, pouvoir impérial *galloud impalaer* & (adv.) *mod impalaer* ; (f. < à l'impériale) *bouchig barv\** m.-où, Impériaux (GR) *sujidi / soudarded an Impalaer* ; (impériale de voiture GR *stézl*) **STEL** m.-ioù : *stel ar c'harr, ar bus...*

**IMPÉRIALISME** (19° < angl. – gall *imperialaeth*, irl *impiriúlachas*, basq. > *inperialismo / nagusakeria & الإمبريالية al'imbiryalia*) *imperialiezh* f.-où, (usu<sup>t</sup>) **IMPERIALISM** m.-où

**IMPÉRIALISTE** (16° < ad. - gall *imperialydd*, irl *impiriúlaí*) *imperialour*, (appr.) **IMPALAOUR** m.-ien : *broioù impalaour / Impalaer an Amerik* (R.Gak 50s empereur), **IMPERIALIST** m.-ed (f.1)

**IMPÉRIEUX,-SE,-MENT** (14° < imperiosus lat. ; GR) *DEPANT* : *depant eo mont kuit diouzhtu !* (KL), *RANKET* (pp) : l'impérieuse nécessité d'exporter *esporti' a vez ranket ober* (L<F3 & Prl *re(n)ket*), (personne) *aotrounius / aotrouniek\** & (appr<sup>t</sup> - un ton) *AOTROU*

**IMPÉRISSABLE** (16° - *ha*) *n'oufe peris<sup>s</sup>añ*, (appr<sup>t</sup>) *PADUS*, & *peurbadus*

**IMPÉRITIE** (15° < peritus lat. / per- & pp vb ire) *DIVARREGEZH* f.-ioù

**IMPERIUM** (lat. Antiq. / NF (L)impalaer) =

**IMPERMÉABILISATION** (*an*) *DIZOUR(AAD)*

**IMPERMÉABILISER** (18°) *DIZOURAat\** / *DIZOURiñ* (*chupennoù / chupenn dizouri'*)

**IMPERMÉABILITÉ** (18° - n.vb. : *an*) *DIZOURIÑ*

**IMPERMÉABLE** (18° - lat. < per- & meare vb / méat ; gall *na ellir ei dreiddio – mantell*) *DIZOUR(IÑ)* : veste *chupenn dizouri'* (Pll<PM), (vét. *dilhad*) *GLÔ* (Ku<GJ / *glav\**) & (danvez) *didreuzus* ; pas imperméable (W<FL *dilhad*) *treuz* (& *treu-didreu / intr & intret g'...*)

**IMPERSONNALITÉ** (18° / persona : masque de théâtre - étrusque) *dibersonelezh* f.-ioù

**IMPERSONNEL,-LE,-MENT** (12° < lat. – gall *amhersonol*, irl *neamhphearsanta* C. *impersonal*) *DIBERSONEL*, (Gram) & *dic'hour* m.-ioù (non-personne grammaticale : *pa raer / raed bara*)

**IMPERTINENCE** (16° ; GR *diavisded*) = *diavisted* f., (*un*) *DIREZON* f.-où

**IMPERTINENT,-E,-EMMENT** (14° < lat. - per- préf. & tenere ; C. *diraefon*, M.17° *diauis*, GR *direzoun* & *diavis* – cf. NF<NL Keravis° *DAVIS*, *DIREZON\**° : *ur paotrig direson<sup>e</sup>, komz direzon* (& *direzonal* Ph – NF *Diraison / Prl respont divezh & dichek, divegal*) ; Et vous êtes un impertinent, de vous ingérer des affaires d'autrui (Sganarelle – Molière 17° / M. *Divanah*) *Ha n'oc'h ken eun trubuilher da en em emelloud deuz traou ar re all* (*Guevel – ar Medisin Eneb Dezan* tr M.*Divanac'h*)

**IMPETURBABILITÉ** (17°) *DIFROM* m.-où (& var. Ph *difourm* & *difourbilh-kaer*)

**IMPETURBABLE,-MENT** (15° / per\ turbare lat. ) *DIFROM* : *chomet difrom* & (adv.) *difrom-kaer* (*dinec'h-kaer, distrafuilh* Ph / Prl *distraboui(lh)-kaer* & *hemb gober kas ebet*, KW<PYK *diaonus, digas-kaer*)

**IMPESANTEUR** > APESANTEUR

**IMPÉTIGINEUX,-SE** (19°) *KATAREG* m.-ien f.1 /-EK\* (ad.) / *KATARUS* (J.Riou 1923)

**IMPÉTIGO** (13° < lat. & impetus ; gaul.-celt. *derueta / v-br* éruption d'impetigo *inpit t(ard) = tarzh impetigo* LF) *KATAR* coll.-enn & souffrant d'impetigo *ur gatarenn war e fas<sup>s</sup>* (Ph / *digatar*), *PELLENN(AD)* f.-où : *tapet ar bellenn* (Wi/PYK / Li<YR *tokenn*)

**IMPÉTRANT,-E** (14° < lat. - patrare / GR personne qui soutient une thèse, *soutener* & *soutenant* > *soutanant-ed*) = *impetrant* m.-ed f.1

**IMPÉTRATION** (14° / C. - n.vb. : *an*) *impetrañ*

**IMPÉTRER** (13° < lat. - in & patrare : exécuter ; C. *impetraff, impetret diff* 1568) = *impetrañ*

**IMPÉTUEUX,-SE,-MENT** (13° < impetus lat. / petere vb se jeter – gall *byrbwyll : berrboell(ig)* ; gaul.-celt. *circos* > *circius* : *mistral / kerc'h-* GR *cyrch* & NR *Isara* > *Isère*, Yser D 161 ; GR *buhannecq, hezrus, taer*) *HERRUS* : *ur ster herrus* (& T<JG *herr, a-herr & a-benn-herr*), (adv. / *kas an dour*) *A-GAS<sup>s</sup>* : *pa'z an ez an a-gas<sup>s</sup>* (& *kasetes* L, *taer* véhément, & *buaneg* irritable)

**IMPÉTUOSITÉ** (12° < lat. / C. *Buaneg<sup>u</sup>ez*, m-br) *HERNEZH* f.-ioù & *an herr* (*ma eo*)

**IMPIE** (15° < pius lat. / کافر *kâfər* > *cafard(er)* ; GR *disantel, disevot, hep feiz na reiz & oryad*) *DIBATER* : *ur Radikal dibater, DISANTEL, dizeol* (& *divadez* non baptisé) ; (Protestant) *KI DU* m.

**IMPIÉTÉ** (12° < lat. - pietas / piété & pitié - Littré) *DIBATER* m., & *disantelezh* f.

**IMPITOYABLE,-MENT** (15° < pitié & pius lat. ; gaul.-celt. *trougo-caria* & v-br-gall *tru-* & irl) *DIDRUGAR* (Ph *didruez* intraitable)

**IMPLACABILITÉ** (18° < in & placare lat. / placere vb plaire) *DIZAMANT* m.-où)

**IMPLACABLE,-MENT** (15° < lat.) *DIZAMANT(-KAER)* : *tud dizamant, aet dizamant-kaer* (Ph)

**IMPLANT** (20° Med. ; C. *Emboudenn* ente) *EMBOUD / IMBOUD* m.-où (& coll.-enn greffe)

**IMPLANTATION** (16° - Med. / C.) *emboudadur* m.-ioù & n.vb. ; (q.part) *annezadur* m.-ioù & n.vb. (cf. Go *anne<sup>e</sup>adeg* emménagement)

**IMPLANTER** (16° < planta - du pied, gr *πλατὺς plat* ; C. *emboudaff*) *EMBOUDAñ / IMBOUDIñ* ; (& s'implanter) *ANNEZAñ,-iñ* : lorsqu'ils vinrent s'implanter *pa oant deuet d'annezañ amañ*



**IMPLANTOLOGIE** (Med.) = *implantologiezh f.-ioù*

**IMPLÉMENT** (21° frangl. - lat.-um : instrument - gall *offeryn*, irl *acra*, *gléas* / *gwikefre...*)

**IMPLÉMENTATION** (20° Inform. - n.vb.) =

**IMPLÉMENTER** (Inform. < angl. : mettre en œuvre, réaliser phase finale – gall *gweithredu*) =

**IMPLEXE** (17° < lat. – appr<sup>d</sup>) *LUZ* m. : *ul luz eo*

**IMPLICATION** (15° ; gall *ymhlygiad* - Mat.<JM) *empleg(ad)* m.-où, *emplegadur* m.-ioù & n.vb.

**IMPLICITE,-MENT** (15° < lat. ; gall *ymhlyg* – Mat.<JM) = *empleg* & (adv.-ment) *end-empleg* ; (appr.) *E-BARZH* : *'hanta, an dra-se zo e-barzh !*

**IMPLIQUER** (14° < implicare lat. - Mat.<JM) = *emplegañ* (*ud, e*), (q<sup>un</sup>) *TAPañ* (*ub, ud...*) *E-BARZH* : *tapet e-barzh un afer* ; (s'y impliquer & s'appliquer à) *KEMER POAN* (g'ud)

**IMPLORANT,-E** (18° part.prés. - Prl) *PIKUS* : *selloù pikus*

**IMPLORATION** (14°) *AZGOULENN* m.-où (& W<Heneu *arbedenn* & *soul-/sourbedenn-eù*)

**IMPLORER** (13° < lat. / plorare ; GR *goulenn a vir-galoun*) *AZGOULENN* (*ud ouzh ub*), & *imploriñ* (*Doue / (d)aspediñ* & W<Heneu *arbedein / sourbedein*)

**IMPLOSER** (20° - Techn. / angl. (to) *implode*) = *imploset* (*tele*), (appr.) *TARZHal* (*a-ziabarzh*)

**IMPLOSIIF,-VE** (19° < angl. / explosif ; gaul.-celt. tartos : sec & irl *tart* : *thirst*, v-br-gall *tard-> tarz*) *TARZH* (*a-ziabarzh*), & *entarzh*

**IMPLOSION** (19°) *TARZH* (*a-ziabarzh*) m.-ioù

**IMPLUVIUM** (lat. : *daspun dour-glaw<sup>e</sup>*) =

**IMPOLI,-E,-MENT** (14°-16° pp *politus* ; GR *amzereat, dig<sup>u</sup>empenn* & *savaich*) *DIFES<sup>S</sup>ON* : *gwashoc'h evid un den difes<sup>s</sup>on* (Ph & *diseven, dizoare* & Prl *dispak ha displeit*), *DIFRIPON* : *komz difripon* (T<JG / Ti<F3 & Ph *diseblant(-kaer)* g'ub - malpoli)

**IMPOLITESSE** (17° / C. *Fæczon*) *DIFES<sup>S</sup>ON* m.-ioù

**IMPOLITIQUE** (18°) *DIBOLITIK* : *dibolitik awalc'h eo*

**IMPONDÉRABILITÉ** (19° < pondus lat. / vb 2) *DIBOUES<sup>A</sup>*

**IMPONDÉRABLE** (18°) *DIBOUES<sup>e</sup>* & les impondérables de la vie *chañsoù-dichañsoù ar vuhez*

**IMPOPULAIRE** (18° < populus lat. / pla - ie par sanskr.) *DEUET FALL* (*d'an dud / d'æt fall* Prl)

**IMPOPULARITÉ** (18°) *BRUD FALL* f.-où : *sachet brud fall* (& *sachet ar c'harr war e gein*)

**IMPORT** (Belg. - portus lat. & gr πόρος passage : d'un import de 100 € > *hag a sav da 100 €*)

**IMPORTABLE** (1 – *hag*) *a c'haller emporzhiañ*

**IMPORTABLE** (2 / import & vb – *ha*) *n'haller ket gwiskañ* (& *dilhad droch, gweliabl, strouilh*)

**IMPORTANCE** (14° < it.-lat. & vb portare / port- & πόρος – v-br-gall *pois*, gall *pwys* ; GR *pouēs*) *POUES / POUEZ<sup>\*o</sup>* f. (& m.-ioù poids - en fonte etc.) : *evid ar bouez en deus & n'o deus ket kalz a bouez*, (gravité) *SAÑS* m. : *un dra hep tamm sañs ebet* (Ph) & une chose de quelque importance *un dra bennak a vras / muioh a importants* (W<LB) ; (pour q<sup>un</sup>) *BERN* m. : *bern a ra, ça n'a pas d'importance où n'eus ket bern e-pelec'h*, (relative) *PENN-BERN* m. : *an dra-se zo penn-bern din* (Ph) & quelle importance *pe laz din* (GR)

**IMPORTANT,-E** (15° < it.-e & vb porter - ie gr πόρος poros – gall *pwysig* ; GR *pouēsus* & *bras - un dra*) *A BOUEZ<sup>\*o</sup>* : une personne importante dans sa commune *un den a bouez en e barrez*, & *a bouez bras*, (parf.) *BRAS* ad. & m. : *un den bras, ober a ra e vras, tud vras & komzet fall eus ub a vras* /a'vra:z's/ (L<F3), q.chose d'important *un dra vras bennak* (& personne L *julod, pinnard, pitaod* > *pito* Prl – ALBB n°527) ; (grave) *SAÑSUPL<sup>\*</sup>* : *n'eo ket gwall sañsubl* (Pll / popul<sup>l</sup>) *IMPORTANT, importantoc'h / an importantañ* (Ph – popul<sup>l</sup>) ; l'important (c'est cela) *AN DALC'H* m. : *an dalc'h eo (ober an dra-se)*

**IMPORTATEUR,-TRICE** (18°) *emporzhier,-our* m.-ion f.1

**IMPORTATION** (18° angl.) *emporzhiadur* m.-ioù & n.vb.

**IMPORTER** (14°-17° / portus, gr πόρος NL Bos\phoros - Io & bu-) *emporzhiañ,-iñ* (& *emporzh-*)

**IMPORTER** (16° < it. – importare lat. / portus & gr πόρος poros, passage ex. Bosphore ; GR *bernout* & *beza pouēsus, talvoudecq, bout forh, lazout* : *pe las ? an dra-ze a las din / list da friza !* & *lesi't, lest* < *lesit* – gaul.-celt. *segoles* - PYL & v-irl, v-gall, v.corn *les* : *good – advantage, benefit* - LF 240 & GR *pe las dide / pe laz dimp ?* Ern.) *BERN,-iñ,-out* : cela t'importe ? *bern a ra dit ?* (Ph / qu'importe ? *petra vern ? n'importe ne vern !* & (*ne*) *verna ket petra !* (E & Prl / *ne vern*

'*bras* > Kist.<MN 'vern 'vra' /vernvra/ peken), peu importe *kalavern* ! /kal'vern/ W (Kist.<MN) : *kal'vern m'e vou pe vou ket, forzh ma* (Ki & Wi) : que lui importe que j'y aille ou non ? *daoust hag-eñv so vors ta henn'z da b'lec'h 'h an ?* (Ph<JLR & n'eus forzh / daw, red / ret\*, rekis) & cela importe *be' walc'h* ! (Ki<GG)

**IMPORT-EXPORT** (cf. / port- : an) *emporzhiñ-esporzhiñ*

**IMPORTUN,-E,-ÉMENT** (16° < importunus lat. & portus / m-br & gall - *arabad-*) *ARABADUS* : *kaoz an arabadus a zo hir ha padus* (adage T<JG), *A(M)BUZER,-OUR m.-(er)ien f.1* (Ph & *ambuz-amzer, laer-amzer, laz-amzer*; (& coquin) *C'HWILOSTER / FILOSTER m.-ien f.1* (& T<JG *fistouler & flibister / filbicher*), *STERNER m.-ion f.1* (& W *fardilhon, jablour, randakl Prl & W<LH un huizour > c'hwesour<sup>e</sup> & bourouell, farouell*)

**IMPORTUNER** (17° / m-br) *ARABADiñ (war ub), A(M)BUZiñ (tud)* : afin de ne pas vous importuner *kuit d'ambuziñ ac'hanoc'h* (Pll & gwerz Go<RK d'hou *himportuniñ*), (faire l'importun / 'huizour') *C'HWILOSTETA, FAEiñ (ub), TORRiñ PENN (ub & bourouellañ raser, jabliñ occuper)*

**IMPORTUNITÉ** (14°) *ARABADIEZH f.-où* (& pl. - m-br *arabadou*) ; (un) *ABUZAÑS f.-où*

**IMPOSABLE** (15°) *TAILH / tailhoù warnañ* (m. / warni & personne corvéable *truajer*)

**IMPOSANT,-E** (16° part.prés. - personne) *A LORC'H* : *tud a lorc'h* (& *lorc'hour / lorc'henn*), (animal) *FORTUS* : *loened fortus* (Ph)

**IMPOSÉ,-E** (pp – prix) *FORSET & forset-mad<sup>e</sup> /ma:d\* (adv. Ph), (pers.) *paeer tailhoù m.-ion f.1* (& *foñcher* Ph contribuable)

**IMPOSER** (14° < pausare lat. / gaul.-celt. S3 leg\as\it ; GR *lacqât, sevel – q<sup>un</sup>*) *SEVEL TAILHOÙ* (*diwar ub & lakat tailhoù war ub, ud*), *TRUAJiñ / TRUACHiñ, & tellañ,-iñ (ub - cf. NF-NL Tilly)* ; (q.ch. à q<sup>un</sup>) *BOU(N)Tañ / HEGal (ud war ub), ORDREN,-iñ* : '*aze velit ar programm ordrenet d'ar re venn / Hag heuliet e vo gante ma[r] ve sod Poullaouen*' (Son ar vot 1929 SFIO Morlaix – version Iven ar Bek 1908 Voilà le prog qu'à la droite on a imposé / Lequel si Poulla déraile sera bien appliqué) ; s'imposer (à q<sup>un</sup>) *KEMER E GREÑV (war ub)* : l'envie de vous en imposer (fig.) *c'hoant da gemer e greñv warnoc'h*, cela s'impose *FORSET-MAD (eo, oa)* ; (en) imposer (à q<sup>un</sup>) *LORC'HENNAñ,-iñ* ; imposer les mains *SPINAñ,-iñ* : *ma moereb a ouie spiniñ deus an darvoued* (Pll - guérisseur), & (religion) *lakad<sup>e</sup> an daouarn* (& *sakriñ ar breuz Gregor – GR / ma breu'*) ; imposer le respect / la crainte *DOUJAñ,-iñ* : *daw 'vez doujañ ar vugale* ; imposer (le) silence *lakat peuc'h da ren* (& *ober tevel GR*), s'imposer (q.part T<JG) *dont heb<sup>o</sup> e bediñ*

**IMPOSITION** (13° < lat. ; GR *tell & sacratur*) *TELL m.-où* : *douar tell* (KW<PYK / Tillibrennou NL & NF Tilly) & (ar) *sevel tailhoù* (cf. Pll<PM *ober tailhoù* > faire des simagrées & syn.), (assiette d')imposition *DEOG m.-où* (Ph quartier – NALBB n° 005) ; (imposition des mains) *spinadurezh f.-ioù & n.vb.* (pour guérir), (relig. GR) *sakradur m.-ioù* (& C. = *impoficion*)

**IMPOSSIBILITÉ** (13° < lat. ; GR *imposublded*) = *imposub(l)ded* & (Mat.<JM) *dibos<sup>s</sup>upted f.* ; (adage) *TRA IMPOS<sup>S</sup>UBL* : *tri zra / tri dra impos<sup>s</sup>ubl da Zoue, tra (ha) ne vezer ket evid ober, (ha) n'hall ket boud g<sup>v</sup>raet* ; je suis dans l'impossibilité de *n'on ket evid ober, nend eus tu erbed diñ* (W)

**IMPOSSIBLE** (13° < lat. / vb posse – gall *amhosibl, dodheanta /do'y'e:ntə/ irl & hard to do* ; GR *impoçzubl* : *tri zra impoçzubl da Zoüe – Compeza Brasparz, Divæyna Berrien, Ha diradenna Plouye*) *IMPOS<sup>S</sup>UBL / DIBOS<sup>S</sup>UPL* : *petra zo impos<sup>s</sup>ubl d'an aotrou Doue ?* (devin. Ph), *impos<sup>s</sup>ubl eo din, & dic'hallus*, impossible que le système perdure ! *ne bado ket (ar sistem), n'eo ket evid<sup>o</sup> ober* (Are<JMS), impossible de le commander (W<Drean) *n'eus ket a gomand dehoñ* (vb *GALL* : *ne vo ket gallet / mar be gallet, & start da ouarn Pll<GC start d'an aotrou Doue gouarn e dud*) ; (fig. – enfant) *PEVARLAMPIG* (& *pevarlamm, marc'h abil*) : *ur bugel pevarlampig, (& invivable) DIREZON\*<sup>o</sup>* ; faire l'impossible *ober e seizh possubl, e seizh gwellañ, klask tennañ aman<sup>en</sup> eus gouzoug ur c'hi* (métaphoriq<sup>t</sup>)

**IMPOSTE** (16° < it. & impositus lat.) *GOURYEW<sup>e</sup> f.-ioù* (& *gourrin* linteau = *pezh-lein* - Ku), (palâtre) *PALATR coll.-enn, PALATRAJ m.-où* ; (carrée ou en carreau) *KARREZ (DOR...)* m.-ioù : *karrez an nor*, (& divers sens) *KLO(U)NDRE / KOLDRE m.-i,-où* (**VBF**<PT 103 & Li<YR / ar *c'hlonde ve lakeat etre ar penn hag ar c'havell*)

**IMPOSTEUR** (16° < ponere vb lat. – gall *twyllwr* ; GR *afrounter bras / Mahomed*) = *AFRONTER, TOUELLER,-OUR m.-(er)ion* (f.1 & (di)lorber), & (surn. T<JG) *Fañch an Trompler*

**IMPOSTURE** (16° < lat. / vb im\ponere ; GR *afronterez, troumplezez*) *AFRONTEREZH, TOUELLEREZH* m.-ioù

**IMPÔT** (14° < pp im\ponere lat. & *ponner* ; GR *impod-ou & sevel impojou var ar bopl*) *IMPOJOU* pl. (*impod*), (taille) *TAILHOÛ* pl. (*tailh & tell f.-où / Tilli*), (& tribut) *TRUAJ* m.-où, *truachoù* (Ku<RG) : impôts directs, indirects, sur le revenu *tailhoù eeun, ameeun, dre benn, & war ar c'honidegezh* & (impôts) fonciers *foñcheroù, foñcheier* (Ph / *kargoù charges, taos taxe / impôts locaux en nature – trad<sup>l</sup> Ph devejoù hent, gober dewe'hoù hent* Prl)

**IMPOTENCE** (13° < lat. – gall *anallu, gwendid*) *AMPUSTUR* m.-ioù & n.vb. (*an*) *ampusturiñ*

**IMPOTENT,-E** (14° < impotens lat. : C. *impotent / galloet*, GR *seyzet & tud impotent*) *AMPUSTUR* ad. & m.-ien f.1 (Ph & var. / *ampifur grabataire*) & (des jambes) *fall-varcher* (T<JG)

**IMPRATICABLE** (17° < lat.-gr *πρακτικός* ; GR *ne aller qet da henti / darempredi – route*) *SKO(A)S<sup>S</sup>ELLEK\** (ornière *skoas<sup>s</sup>ell* NL Scoassellou /-illi TK), *HENT-BLEIZ* m.-où & (TK<MxM) *un hent kac'het gant an diaoul*, (pers.) *ha ne vezer ket evit pleustrañ, & daremprediñ*

**IMPRÉCIABLE** (Rabelais 16°) > **INAPPRÉCIABLE**

**IMPRÉCATION** (14° < vb precari lat. / prier - ie sanskr. *prachh demander, zend fraça id. & all fragen – gall melltith : mallozh, mallacht* irl ; GR *droucqedenn, goall- / sulbedenn*) *DROUKPEDENN, sulbedenn* (gwall *bedenn*) f.-où, dire des imprécations *DROUKPEDIñ, SULBEDIñ* (& Ph *mil mallozhiñ*) ; (pers.) *DROUKPEDER, SULBEDER* m.-ion f.1

**IMPRÉCATOIRE** (16° lat. ; GR *droucqedus*) = *DROUKPED*, formule *GWALL BEDENN* f.-où

**IMPRÉCIS,-E** (19° / prae & caedere lat. - *a droc'h*) *DIRE<sup>S</sup>IS* : *dir<sup>s</sup>is a-walc'h*

**IMPRÉCISION** (19°) *dir<sup>s</sup>isted* f., (*un*) *dir<sup>s</sup>ister* m.-ioù

**IMPRÉDICTIBLE** (20° < angl. *impredictable – ha*) *n'oufed diouganiñ*

**IMPRÉGNATION** (14°) *INTRADUR* m.-ioù, (parf. & ad.) *INTR* m. : *intr ar maged, dre intr / intradur, & dre us* (cf. *us(ion)* particules & *treant* pénétration)

**IMPRÉGNÉ,-E** (pp / ad. - prae & gnatus lat. - ie / *generare*) *INTR / INTRET* (g'ud - Pll & *intret ridojou ar vag* Li<YR = *morbrennet / mouarbrennet & marbrennet* ; Prl (*o*)*aet 'barzh*)

**IMPRÉGNER** (17° < vb *pregnare / gnans, gnatus* ; gaul.-celt. inter ambes & v-br *entr, entrmed / entre, intervalle / gall trwytho : treizhañ*) *INTRañ,-iñ* : imprégnés de fumée de tabac *intret g' ar maged butun* (Ph), la pluie imprégnait la terre *ar glaw<sup>e</sup> a intre an douar*, imprégné de par la religion *intret g' ar relijion / beuzet enni* (vb *treantañ* pénétrer)

**IMPRENABLE** (14° ; GR *ne aller qet da g. – ha*) *n'haller ket kemer* ; vue *imprenable gwel meur*

**IMPRÉPARATION** (18°) *DIAOS* m. (cf. Ph *aozañ boued, gweleoù*), & *digempennadurezh* f.-où

**IMPRESARIO** (18° < it. & *imprehendere* lat.) = *impresario an Tri Yann* (m.)

**IMPRESSCRIPTIBLE** (15° - Droit - vb prae / *scribere* lat.) *didorrus*

**IMPRESSION** (13° < lat. / *impressum* vb *imprimere – gall argraff* ; GR *merq, roudenn, treçz & loc'hadur, mouladur, santimanhou & empresyon – trace ex. Agri < roud*) *ROUDENN* f.-où : l'impression du véhicule *ar roudenn garr*, (bois, tissu etc.) *LOUC'HADENN* f.-où : *louc'hadennou du & lo(u)c'hadur* m.-ioù ; (tirage à l'impression) *MOULIDIGEZH* (*MOLL-* var. W) f.-ioù (& *mouladenn, mouladur* édition / n.vb. *moulañ*) ; (abstrait) *FROM* m.-où : *kaout from*, (& émotion) *FROMADENN* f.-où, (forte / faste, luxe) *LORC'H* m.-où (NF Lorho) & faire forte impression *ober lorc'haj-où* ; (l'impression) *SANTIMANT* m.-où,-chou : c'était ma première impression *an dra-se oa ma santimant kentañ* ; avoir l'impression que *KAVout\** (*da ub*) : *ka(v)oud<sup>e</sup> a ra din eo gwir* (Ph / L 1900 Ils eurent l'impression *Caout a reas dezo / great eun impression vras varnout* fait forte impression = *an impression en tele / imprèsjon* / E<F3 & Go<FP ayant fait forte impression *skoet ur c'hlaouenn ('n) em c'halon*)

**IMPRESSIONNABILITÉ** (19° ; C. *santidigaez*) *santidig<sup>e</sup>zh* f.-où

**IMPRESSIONNABLE** (18° / sent- ie) *santidig /-ik\** ad. (& Ph *aonig, spontig*)

**IMPRESSIONNANT,-E** (18° oart.prés.) *FROMUS*, (parf. W & Ph) *LORC'HUS* ; (par le volume - var. Pll<PM *un turum[p] / stum[p]et / lam(p)et...* & *turumenn-où*) *TURUM* : *hennezh zo turum 'hat*

**IMPRESSIONNÉ,-E** (pp / ému & vb / *movere*) *FROMET* & être impressionné *kemer from* (T<JG), (fortement) *LORC'HET* (W<PYK, Are-Ph) : *lorc'het gant hennezh*, (W<PYK rendu bègue < assoiffé) *BALPET*

**IMPRESSIONNER** (18° / émouvoir - cf. NL Fromveur / NR Froud...) *FROMañ,-iñ* (& Ph *fourmañ, fourbilhañ* traquer) ; (& s'impressionner fortement) *LORC'Hiñ* : *lorc'het ged an dra-se* (W<PYK & Are-Ph) & *pikañ ar galon, skoiñ ur c'hlaouenn e kalon* (ub – & *trevariañ / treveliañ, trivliañ & trefuiñ / trufuañ* TK & *trellañ / trelach-*) ; (photo) *lo(u)c'henniñ* (& *loc'h* empreindre & sens div. / démarrer etc.)

**IMPRESSIONNISME** (19° / GR *empresyon*, irl > *impriseanachas*) = *impressionism* m.-où

**IMPRESSIONNISTE** (19° / Monet) = *ur sell impressionist* ad. & m.-ed : *an impressionisted*

**IMPRÉVISIBLE** (19° / prae & videre lat. - ie & gaul.-celt. NP Ueleda - ha) *n'oufed rakwelet\** ; la météo est imprévisible (Li<LB / AR gall *angywir* & gaul.-celt. co\uiros / gwir) *ANKIVIL eo an amzer !* & blancheur à l'horizon venant du sud-ouest (adage Li<YR jamais très fiable : pute ou bien putain) *Mervent pa vez gwenn / A zo gast pe butenn* (& *ruzell veure pe diouzh ar mintin / kuzul gwreg, a-wechoù 've gwir hag a-wechoù 've ket*)

**IMPRÉVISION** (19° < video lat. / Wi *goanagiñ* prévoir n.vb.) *an dic'hoanagiñ*

**IMPRÉVOYANCE** (17° & anc<sup>1</sup> providence, pouveance) *DIBOURVEZ* m.-où

**IMPRÉVOYANT,-E** (16°) *DIBOURVEZ(İK\*)* : *tud dibourvez* (& T<JG *dibalamour*)

**IMPRÉVU,-E** (16° pp / voir ; GR *s(o)ubit* *dic'hoanaget, DIC'HORTOZET* (& *dic'hed / n'edod ket war-c'hed anezhañ*) ; l'imprévu *DICHAÑS* f.-où : *sauf imprévu met hag un dic'hañs / ur chañs a ve* (Ph / *mechañs* adv. & *bet skoilh war an hent*), quel imprévu ! (appr<sup>1</sup>) *nag un di chañs !*

**IMPRIMABILITÉ** (cf. GR / imprimatur) *mouladurezh* f.-où

**IMPRIMABLE** (ad. / vb) *MOULAPL\** (var. *MO(U)LLABL*)

**IMPRIMANTE** (20° & ad.) *MOULEREZ\*o* f.1 : *ur voulez laser*

**IMPRIMATUR** (19° lat.) = *an Imprimatur* (1903 / *aotre da voulañ & 'mad da vezañ moulet'*)

**IMPRIMÉ,-E** (ad. / pp ; GR *scrid moulet, mol*) *MOUL / MO(U)LL* ad. & m.-où : *levrioù moul, skritur moul, paper moul(et)* pp *MOULET* ; (n.) *MOULADENN* f.-où

**IMPRIMER** (13° < imprimere lat. / premo- vb *premere* & *pressus* pp ; v-br *mol, C. Moul mola, GR moola levryou, imprima* & 19°) *MOULañ / MO(U)LLiñ* (W) : *moulet e veze levrioù, moulañ en liw* (en couleur / publier *embann*), (17°-19°) *IMPRIMAñ,-iñ* (trad.) ; (marque & empreindre) *LO(U)C'Hañ,-iñ* : *louc'het e dreid en traezh* ; (fig.) *PLANTAñ,-iñ* : *plantañ kas'oni en he c'halon* ; (un mouvement, une vitesse) *PLANTAñ / SANKañ tizh, REIÑ lusk* (da ud)

**IMPRIMERIE** (15° art & techn. - cf. C. / GR - 1442 & Gutenberg c1450) *MOULEREZH / MO(U)LL-* m.-ioù : *Moulez Ar Bobl* (Taldir - Carhaix 1910) & n.vb. ; (lieu) f.-ioù, *TI-MOULLAÑ, TI-MOULEREZH* m.-ez & (cf. Galles, Lédan etc.) *impremeri / imprimiri* f.-où

**IMPRIMEUR** (1441 ; GR *mouler*) *MOULER / MO(U)LLER,-OUR* & *imprimer* m.-(-er)ion (f.1)

**IMPRO** (cf. Ph *RAKTAL / rak-tal* & m-br *racdrem*) > **IMPROVISATION**

**IMPROBABILITÉ** (17° / proba lat.) *DIAS<sup>S</sup>UR* m.-(-où & *an diasur ma oa*)

**IMPROBABLE** (17° / vb *probare* lat. ; GR *ar pez ne deo qet guir-hével*) *DIAS<sup>S</sup>UR* : *un dra dias<sup>s</sup>ur a-walc'h, DIBAOT(-KAER)* : *dibaot e teufe war ar pemdez* (L Ph *dibaot-kaer / Prl direkis*)

**IMPROBATEUR,-TRICE** (17° & improbatif / désapprobateur - gaul.-celt. *molatus*, v-br gall, irl *mol* - ad. *diveul /-us*) *diveuler* m.-ien f.1

**IMPROBATIF,-VE** > **IMPROBATEUR**

**IMPROBATION** (15° < lat. / *diveuleudi* désapprobation / *MEUL-* n.vb. : *an*) *diveuliñ*

**IMPROBITÉ** (14°-18° / rextu gaul.celt. - ie - lat. - recta & recto *reizh*) *direizhded* (f.)

**IMPRODUCTIF,-VE** (18° < pro & ducere lat. / duc- celt. - ie & C. *Doen, doug*) *DIFONN* (& peu abondant / lent(ement) *DIFOUNN* Ph) : *labourioù difonn (difounn), DIAMPLET / DIZAMPLET* (syn. Go-Tu), (personne / abeille *na ra*) *na koar na mel* (Y.Gow<HB) ; (terre improductive) *DALL* : *douar dall* (W<MN), *TAGN* : *douarou tagn* (& *douar brein, yen / kagn & rukagn*), *mad da blantañ chas* (T<JG & PT *douar menez, rukagn-où*)

**IMPRODUCTIVITÉ** (19° / producere lat.) *DIFONN* m.-(-où) : *un difonn, (un) DIZAMPLET* m. (Go & Tu / Prl *displeit* > *displet*)

**IMPROMPTU,-E** (17° < lat. in promptu & prompt - ad. / *pront* ; GR *var an tomm, taulad spered*) *A-GREIS-PEP-KREIS<sup>o</sup>* adv. & *abadennig (a-greiz pep kreiz<sup>o</sup>)* f.-où / *PEUSPRONT* (adv. - NALBB n° 81 bientôt & syn. - adv. / *peusfounnus & prestik-prest...*)

**IMPRONONÇABLE** (16° / *tongue-twister* angl. & *virelangue* - ha) *n'haller ket digej, distripañ / disklipañ* (Ph), *FREUZ-GENOÛ* (T / *un us-teod* & vb - K)

**IMPROPRE,-MENT** (14° < *im\proprius* lat. - *pro* & *privus* ; GR *dijauch* & *amzere, treffoed e langaich*) *DIJAOJ* : *ur ger dijaoj (douzh ud & ub / jaoj- Ph<AT)*, (ha) *n'eo ket MAT\* / MAD° (mad da vann - T<JG / divad & gall anfad - gaul.-celt. [AN]MATU)* & *diwirion* : *cônique impropre konikenn diwirion* (Mat.<JM), *impropre à la consommation (eau – Ti<F3 & Ph) DOUR-HAO° a ran eus se, (beurre, lait, oeufs - TK<MxM) traoù (Mari) toull trenk*

**IMPROPRIÉTÉ** (15°) *DIJAOJ* m.-où & n.vb. *dijaojiñ* ; (terme) *DROUKC'HER* m.-ioù (T<JG)

**IMPROUVABLE** (16° / vb *probare* lat. & *proba* > *froga* - basq. ; *dibrouffabl* improbable GR / *improover disaprouff – ha*) *n'oufed prouiñ*

**IMPROVISATEUR,-TRICE** (18° < *improviste*) *TROADER,-OUR* m.-ion f.1 : *un troader sonioù*

**IMPROVISATION** (19° - n.vb. : *an*) *TROADAN* (*sonioù / gwerzioù, & gevier / vb livañ*), (Mus.<PH néol.) '*primanao*' m. (celt.) & rien que des impros *mann 'met traoù (troadet) raktal*

**IMPROVISER** (17° < it. & lat. / *im* & *pro\visus* pp *videre* - ie) *TROADañ,-iñ* : *troadañ ur gaou dezho* (leur "vendre" un mensonge - syn.) *LIVañ,-iñ,-o* : '*h an da livañ anezho deoc'h* (gaul.-celt. *liuos* > *lio-*, v-br *liu*), (en toute logique / *penn-eus-penn* T<JG-Ph) *PENNEGañ ur gaou = improviziñ* & (néol. Mus.<PH) '*primaozañ*'

**IMPROVISTE** (16° < it. *improviso* / *visu* ; GR *pa songer bihanâ*) *A-NES GOUZOUT DARE (DIT)* > '*NES GOÛT DAR*' /*nesku'tæ:r/* Ph) & il m'a pris à l'improviste *ne'm boa gouiet dare-dare hag e oa-eñ aze, & a-rankontr-kaer* (Prl), *a-skoach-kaer* (W<FL / T<JG & vb *de'laz<sup>h</sup>*) *a-zelaz<sup>h</sup>*

**IMPRUDENCE** (14° < *prudencia* lat. ; GR *diavisted, disonch*) *diavisted f., DIBLED* m., en toute imprudence (*graet*) *DISONJ-KAER* (Ph)

**IMPRUDENT,-E,-EMMENT** (15° / *probus* lat. ; GR *diavis, dievez, disonch, droucq-aviset, prim a deaud*) *DIFUR* : cela serait imprudent *difur e ve, (tud) DIBLED / (graet) DISONJ, & drougavizet* ; (adv.) *DAVIS-KAER / DISONJ-KAER*

**IMPUBÈRE** (17° / *pubes* - *pubis* ; GR *pautr dindan an oad a bevarzecq vloaz, merc'h dindan an oad a zaouzecq*) = (ha) *n'eo ket kaezoureg /-ek\**

**IMPUBERTÉ** (19° Dr) *oad dindan...* m.-où,-joù

**IMPUBLIABLE** (16° < *publicare* lat. & *publicus* / *populicus* - ha) *n'oufed ket embann / diembann-*

**IMPUDENCE** (16° < lat. ; GR *divezded*) *DIVEZHONI* f.-où, faire montre d'impudence (vb GR) *KOLL MEZH* m. (& Ph *staotet ganti ar vezh*), (une) *AFRONTAJ* m.-où /-achoù (& *herder témérité*)

**IMPUDENT,-E** (16° < *pudentia* lat. / *pudeur* ; GR *divez-us*) *DIVEZHET* : *bugale divezhet* (& *divezh éhonté*), *AFRONTET / EFRONTET, IFRONTET* (Ph), *dir war o fas<sup>s</sup> / tud dir o zal* (cf. NF Taldir, Talhouarn)

**IMPUDEUR** (17° < *pudorem* lat.) *GADALEZH* (& *-iezh*) f.-où (& *likentez* *lubricité*)

**IMPUDICITÉ** (14° < vb *pudere* lat. ; GR *gadelez*) *gadelezh* f.-ioù

**IMPUDIQUE,-MENT** (14° < lat. ; C. *gadales* & *gadalus*, GR *gadal,-us, licq, lovr, qyes lupr, sautr* & L 1900 *impudic aoualc'h*) *GADAL*, & *gadalus* (cf. *GAD* lièvre & NF *Gad*, NL ar hat) ; pers. *impudique KOLL-MEZH* m.-où / *PEMOC'HENN* ! (Lu<JCM excl. / femme *impudique*)

**IMPUISSANCE** (14° / ad. ; gaul.-celt. Gall- & vb / *jaillir* & NL ; C. *galloet*, GR *dic'halloud(ez), sempled*) *DIC'HALLOUD* m.-où & *dic'halloudegezh* f.-ioù : l'impuissance humaine *dic'halloud mab-den*, dans l'impuissance (totale / KO - en) *DIASKREN* m. : *chom en diaskren* (& *rester prostré / n'eo ket evid-* il n'est pas en mesure, à ta mesure...) ; (sexuelle – euphémisme) *DIZANJER* m.-ioù (& *dinerzhded, gwanijenn* faiblesse générale Prl / *anémie* Ph & *glose* < *RBI sempladurezh*)

**IMPUISSANT,-E** (14° < pp vb *posse* pouvoir ; gaul.-celt. Gall- & *gall-* v-br-gall, C. *galloedus* NF Gallouedec, GR *dic'halloud, dic'halloudecq, dic'halloudus*) *DIC'HALLOUD* : *dic'halloud omp, (ema-) en diaskren* (& *erru dinerzh / apathique* & syn. - *gwan, flep / feup*) ; (sexuel<sup>t</sup>) *DIZANJER* : *ur paotr dizañjer eveltañ* (Pll), (fam<sup>t</sup> / vulg<sup>t</sup> & n.) *POCH GOULLO / SAC'H GOULLANTER* (m.), *FLEB-E-LOST, PICH NUL* m.-où

**IMPULSER** (20° < angl. / v-br-gall, gall *llusgo*) *LUSKañ,-iñ,-o (WAR-RAOK)* : *luskañ an traoù*

**IMPULSIF,-VE,-MENT** (15° < *pulsum* supin vb *impellere*) *LUSKIG* (*da vont*), *PRONT* (dim.)-IG (*da vont araog e benn*) : *pront evel Leonis, mont prontig* (& *prontamant* adv.)

**IMPULSION** (14° < impulsus lat. & vb / pousser ; gaul.-celt. & v-br *luscou* / GR *poulz*) *LUSK(IG)* m.-où, *LUSKADENN* (& *litiadenn* Go / *link(r)adenn*) f.-où : la première impulsion (imprimant un mouvement) *al lusk kentañ / lus (evit ober, mont – Ph, LF / branle ar brall kentañ zo roet ganto)* ; sous l'impulsion du moment *da heul e benn*

**IMPULSIVITÉ** (20° - dér.) *prontidigezh* f.-où

**IMPUNÉMENT** (16° ; GR *dibunis*) *DIBUNIS<sup>s</sup>* : *lazhañ dibunis<sup>s</sup>* (& Ph *dinec'h-kaer*)

**IMPUNI,-E** (14° < pp vb / puno lat.) *DIGASTIZ /-ET* : *chomet digast<sup>r</sup>*

**IMPUNITÉ** (14° < im / punitus) *DIGASTIZ* m.-où

**IMPUR,-E,-MENT** (14° < lat. - ie sanskr pu ; GR *dibur*) = *dic'hlan* ; sang impur (Marseillaise) *gwad (an dud) digar* (Ch.Rolland c 1900 / *gwad yac'h Breiziz – T 1920*) & *louzus*

**IMPURETÉ** (14° ; GR *diburentez, lousdony-ou*) *LOUSNEZH* f.-ioù : *lousnezh he buhez* ; (une) *KOC'HENN* f.-où pl. *KOC'HION* : *koc'hion sistr* ; *STRONKENN, STROUILHENN* f.-où (& coll.)

**IMPUTABILITÉ** (18° - appr') *BEC'H* (*da daoler - warne*) m.-où

**IMPUTABLE** (14° / *bec'h*) *da daoler (war)* : cela nous est imputable *warnomp eo taoler ar bec'h / C'HWI ZO KAOZ\* !*

**IMPUTATION** (15° < lat. ; GR *tamallidig<sup>u</sup>ez*) *TAMALLAS<sup>s</sup>ION* f.-où (T), une imputation odieuse (Taldir / Kalloc'h) *un drouktamall* (m.-où)

**IMPUTER** (14° < im & putare lat. / comput ; GR *tamall,-eiñ* : *e gaou ez tamaller qemen-ze dezo*) *TAMALL* & *drouktamall* (*ud da ub*), *taoler ar bec'h* (*war ub & lakat tamall, bec'h war e chouk*), (frais & dépenses) *taoler frejoù / lakat mizoù war gont (ub)*

**IMPUTRESCIBILITÉ** (19°) *DIVREIN* m. (& n.vb)

**IMPUTRESCIBLE** (15° / lat. *putris brein*) *DIVREIN*

**IN** (1 - 20° < angl. – ie / in- lat. > imp- préf. & gaul.-celt. 'in Alixie' : en Alesia, v-br-corn-gall *in*) = *traoù in* (Ph-W *in* - var. & *ban a'el Ph* / Prl *ban aùel* : 'barzh an avel / en awel)

**IN-** (2 - préf.) *DI-* mut. 1 (& var *dis-*), (anc') *an-* (v-br > *angenheñvel, angevazas / ankouazh & ankivil*), périphrase (qui ne peut) : (*ha*) *n'haller ket* : *an dra n'haller ket / un dra ha n'haller ket...* (GR *na aller qet / gall na ellir ei-vb*)

« **IN** » (3 - gallo « ins » = haims Rabelais 16° : hameçons) > *HIGENN*

**INABORDABLE** (17° < bord – appr. & GR) *DIAES* : (*aod, ub*) *diaes tostaat dezhi*, (personne) *diaes ober gantañ* (& *kac'her diaes* mauvais coucheur), d'un abord difficile (*un den & un dra*) *arkanus* (Wu<Drean), (fille) *tener deus he c'helien* (T<DG) ; (prix) *KER-RUZ* : le vin y est inabordable *eno eo ker-ruz ar gwin* (& *ker-devet /-devot - Li / T<JG un diranson !*)

**INABRITÉ,-E** (port : *porzh-mor*) *dic'houedor*, (trad. TK) *DIABRI* : *n'eo ket braw<sup>e</sup> bezañ diabri*

**INABROGEABLE** (18° < rogare lat. - ie gr, sanskr. - *lezennoù*) *DIDORR* & (*ha*) *n'oufed torriñ*

**IN ABSENCIA** (20° < lat.) *en absañs / en ezvezañs*

**IN ABSTRACTO** (20° < lat.) = / *end-abstret* (& *difestis*)

**INACCENTUÉ,-E** (19° / accent < ad- lat. & cantus - ie) *dibouez-mouezh /-iet* (pp & *didon atone*)

**INACCEPTABLE** (18° - *ha*) *n'haller kouñsantiñ* (Ph / *aksepti<sup>o</sup> - F3 & degemer tra pe dra...*)

**INACCESSIBILITÉ** (16°) *DIAMEN* m.-où)

**INACCESSIBLE** (14° < ad- lat. & *cedere* ; GR *didaustabl, ne aller qet taustât ountâ* – lieu excentré) *DIAMEN* (W<FL & Wi<PYK) : *ul lec'h diamen, broioù diamen, & d'ar park-se 'ma diamen monet* (Wu) & l'inaccessible objet *an dra diamen (d'an nen) ! / (lointain - B.) A-ZIABELL* (*ema ar menez-hont*) ; (Mat.<JM néol.) « *diac'hesadus* » & (passage – réputé moins inaccessible) *DISKOILHOC'H* ; (personne / sauvahe NF Gouez, Mesgouez) *GOUEZ* : *un den goué* (var. Prl), (inaccessible à la pitié etc.) *SERRET* (*d'an druez*)

**INACCOMPLI,-E** (19° < ad, cum & plere / plein - Littré ; gaul.-celt. > darne / morceau) *DARN*, & *chomet int (e) darn / darniet* (& préf. / *diechu inachevé*)

**INACCOMPLISSEMENT** (n.vb - *ar chom e*) *DARN*

**INACCORDABLE** (18° - *ha*) *n'haller ket akordañ*

**INACCOSTABLE** (GR inabordable : *den*) *GARO<sup>o</sup>* (NF Garo / Le Garff)

**INACCOUTUMÉ,-E** (17° < con\suetudinem lat. - Littré ; GR *digustum ad/pp*) *DIGUSTUM(ET & ma n'oc'h ket kustumet / kustum' a-walc'h a rehet - rime Ph / divoas inhabituel)*

**INACHEVÉ,-E** (18° / à & chef) *DIACHU / DIECHU* ad. & m. : *ur romant diachu* (Prl *diuchu*) & son roman est inachevé *e romant so d'echuiñ gantañ*

**INACHÈVEMENT** (19° - n.vb.: *an*) *DIECHU(IÑ)*

**INACTIF,-VE** (18° vb agere lat. - ie gr & aj sanskr. ; gaul.-celt. *diacus* & v-br-corn *dioc*, gall *diog* : *dieg*) *DIEG* ad. & m.-ien (f.1) : *tud dieg /-ek\** & (péjor' 'professionnels) *LANGOUR* ad. & coll.-enn-où : *ya, langourennou !* (Ph) ; (en inactivité) *dioberiant, distrivant / diaktiv* (W *dizever* & 'dizevar' / Wu<Drean) *vaen e vez an den pa vez fatikus an amzer* ; les inactifs (Démographie) *an dioberiant(ez)ed*

**INACTION** (17° - v-br *diochi* > *diegi* paresse) *DIOBER* (& Ph *dizober* défaire), *distriv* m.-où

**INACTIVATION** (20° - n.vb. : *an*) *DIEKAAD*

**INACTIVER** (20° Bio.) *DIEKAat\**

**INACTIVITÉ** (18°) *dioberiantiz* f.-où ; en inactivité (*ub*) *dioberiant*

**INACTUALITÉ** (*an*) *DIAVEURE*, & *dibred* m.-où

**INACTUEL,-LE** (19° / jamais encore - E<Ern adv.) *DIAVEURE*, & *dibred(ig) / digoulz...*

**INADAPTABLE** (19° - appr.) *DIREIZH*, & (*ha*) *n'haller ket reizhañ* Ph / Prl *lakat da zegoue 'out*

**INADAPTATION** (19° / ie) *DIREIZH* m.-où, & *an direizh ma eo* (*an traoù-se*)

**INADAPTÉ,-E** (19° < ad lat. & aptus) *DIREIZH(ET da, diouzh e amzer & amzere* incongru, *dijaoj* impropre) ; (enfant inadapté) *AMPECHET* : *bugale ampechet* (& *dalc'het* handicapé, estropié *mac'hagnet* Ph-L 14-18 / Prl *ma'hègnet*)

**INADÉQUAT,-E** (18° < ad lat. & æquare / æquo - v-br *ancomadas* & gall *angyfaddas* > *angevazas / azas*) *DIJAOJAPL\**

**INADÉQUATION** (20° / v-br > *angevazas* - n.vb) *an DIJAOJ(AÑ)*

**INADMISSIBLE** (15° < < admis pp ad\mettre ; GR *direceapl* - *ha*) *n'ema ket da vout degemeret, n'eo ket degemerapl*, (usu. Ph) *UR VEZH RUZ* : *ur vezh ruz eo !*

**INADVERTANT** (21° / *inadvertent* - angl. < lat. : involontaire-ment)

**INADVERTANCE** (14° < in, ad lat. & vb *vertere* ; GR *disonch*) *DISOÑJ* (m.) : par inadvertance *graet disoñj-kaer*

**INALIÉNABLE** (16° Droit ; gaul.-celt. *aniateios* PYL 89, GR *pez ne aller na guërza na rei* - *ha*) *n'haller ket e werzhiñ* (& *diwerzh* invendable)

**INALTÉRABLE** (14° / alter - lat. - ie - *ha*) *n'haller ket distresañ*

**INALTÉRÉ,-E** (19° / *mesk*) *DIGEMMESK* : *pur ha digemmesk*

**INAMICAL,-AUX,-E** (18° / ami & amis vb *amare* - ie) *DIAMIAPL\** (& *diamour*), *DIGAR* : *Turked digar* (L.Clerc 1903)

**INAMOVIBILITÉ** (18°) *dilem-laka* m.

**INAMOVIBLE** (18° - dér. / mobiles gl v-br *lusc-ou*) *dilem-laka / dilusk*

**INANALYSABLE** (19° < gr ἀνάλυσις ἀνά, ana en haut λύω, luô délier - *ha*) *n'oufed analizañ* (& syn. - vb *dezrann / dielfenn-*)

**INANIMÉ,-E** (15° < anima lat. - ie gr ἄνεμος vent & celt. ; GR *dienaouët, diene*) *DIENE*, *DIVUHEZ*, (corps) *REUD* (*evel un tamm koad* - T<JG / *mo(r)t, chom motet*) ; objets inanimés, avez-vous donc une âme ? (Lamartine 19°) *traezoù /treo<sup>w</sup>/ divuhez, daoust hag-eñ 'pe un ene ?*

**INANITÉ** (15° < inanis lat. vide gr ἰνεῖν vider) *DIDALVEZ* m. /-idigezh f.-ioù : *didalvez o buhez* (& *an didalvez ma eo o buhez*)

**INANITION** (13° < inanis lat. : vide ; GR *goulloïdig<sup>e</sup>ez*) *DISVOUED* m.(-où) : tomber d'inanition *kraziñ g'an disvoued* (& *divouedet, divag, duiñ g' an naon*)

**INAPAISABLE** (19° < paix - pacem lat. & vb - *ha*) *n'haller ket distaniñ*

**INAPAISÉ,-E** (pp vb < pacem - ie gr πᾶξ - NF Habask < Pask) *dihabasket* (& *dihabask* impatient)

**INAPERÇU,-E** (18° < percibere lat.) : passer inaperçu *chom hep bezañ gwelet* (& *damwelet / apersevet* & *chom hep goût da zen, heb 'oùt da hini*)

**INAPPÉTENCE** (16° < ad lat. & petere, pat sakskr. - aller vers / ALBB 492) *dielboued* m.(-où)

**INAPPLICABLE** (18° - *ha*) *n'haller ket aplikañ / lakat da dalvezañ, & diaplik*

**INAPPLICATION** (17° < ad lat. & plicare / pleg) *diaket / diaplik* m.-où (& n.vb *an diaplikañ*)

**INAPPLIQUÉ,-E** (17° - personne inappliquée) *diaket / DIEVEZH* ; (loi etc.) *diapliket* (& *diefed*)

**INAPPRÉCIABLE** (15° - appr<sup>t</sup>) *DIBRIZ*, & (*ha*) *n'haller ket prizañ*  
**INAPPRÉCIÉ,-E** (pp vb < pretium lat.) *DIBRIZET*, & (*ha*) *n'eo prizet tamm / mod ebet*  
**INAPPRIVOISABLE** (*ha*) *n'haller ket doñvaat*, (appr.) *DIZOÑV-NET*  
**INAPPRIVOISÉ,-E** (pp / privus lat.) *DIZOÑVET*  
**INAPPROPRIÉ,-E** (20° < proprius lat.) *DIBROP<sup>R</sup>*  
**INAPTE** (15°-18° - in / aptus lat. pp) *DISTU* : il était inapte au métier de paysan (Ph) *hennezh oa distu da labouriñ an douar*; inapte au travail *DIVALO da labourad<sup>o</sup>* (T<JG), *DIBARTAPL\** (Prl)  
**INAPTITUDE** (14°-18° - aptus lat. / apo ie aptas pp sanskr., apa obtenu / tu) *DISTU* m. (& *didu*)  
**INARRANGEABLE** (in & a- / rang - ring germ. & celt. / reg- lat. Littré - *ha*) *n'haller ket renkañ* (*na kempenn* & (*ha*) *n'eus kempenn ebet dezhañ*)  
**INARTICULÉ,-E** (15° < articulus, artus lat., gr ἄρθρον) *DISKLAER*, *TAG /-ET* (*taget he mouezh*)  
**INASSIMILABLE** (19° - substance < similis lat. - ie / same, samen germ. & Samonios gaul. / irl *samhain* - *PYL* > *ha*) *n'haller ket esmoriñ*, (personne & culture etc. - *ha*) *n'oufed ket hañvalaat\**  
**INASSOUVI,-E** (18°) *DIWALC'H* : *ur c'hoant diwalc'h* (F.Elies-Abeozen / pp) *DIWALC'HET*  
**INASSOUVISSABLE** (19° / vb & suficare lat. ? - Littré / m-br-gall *goalch* *DIWALC'HUS*)  
**INASSOUVISSEMENT** (n.vb. / *tra-walc'h* ! & vb - an) *DIWALC'HANÑ*  
**INATTAQUABLE** (18° - lieu etc. < *attacare* it. / attache & tache - clou gaul.-celt.-galate *tasgos* - Littré : *ha*) *n'haller ket argadiñ* (& *diargad* / NL *Kene' Kad-Are*) ; (personne - sans "si") *DISI* : il faut être inattaquable *daw 'vez bout dis* (& *hep ket a si, hep tech na si, 'nes si na tech*)  
**INATTEIGNABLE** (19° < in & vb tanger lat. / tact - ie) *dreist-diraez* & (*ha*) *n'haller ket diraez* (*na tap'kaout* - Ph)  
**INATTENDU,-E** (17°) *DIC'HORTOZ(-KAER* - var. W *dic'horto* / *dic'hortozet* imprévu)  
**INATTENTIF,-VE** (18° / *evezh*) *DIEVEZH(IET)* : *bugale dievezh / diwezh<sup>e</sup>* (& *dibled*)  
**INATTENTION** (17° / tendere lat. - ie \*ten) *DIEVEZH / DIEWEZH* m. (& *dievezhded* dissipation)  
**INAUDIBLE** (18° < audi- lat. / *Go ya kle'* - gall *anhyglyw, na ellir ei glywed*) '*diheglew*', (*ha*) *n'haller ket klevet*, (*na*) *vez ket klevet*, (*trouz*) *MOUGET / MOUG* (bruit mat)  
**INAUGURAL,-AUX,-E** (17° : séance *abadenn*) *igoriñ /-digoriñ* > *gouelioù DIGOR*  
**INAUGURATION** (18° < lat. / gaul.-celt. cor : clos - gall *agoriad, dechreud* ; C. *igouridigaez*) *igoridigezh f.-ioù* (cf. *IGOR / DIGOR* - ALBB n° 152) : *igoridigezh ar foar ba Kergozh* (*Gwengamp*) & (trad. Ph *B.* 1907) *LEUR-ZI NEVEZ f.-où* (& *lorziou / leuriou ne'* - Ph)  
**INAUGURER** (14° < augur lat. & gr / gaul.-celt. cor - gall *agor, dechrau* ; cf. C. *ig<sup>u</sup>eriff* ouvrir & ALBB n° 152, NALBB n° 544 E-Go 6pt *igeriñ / igor-* = *digor* / gaul.-celt. cor : incors ! ferme & irl *cor* & *dam* angl. - NL *Coret*, *Pont ar goret, Korejou* etc.) *IGORiñ* & (MM<A.B.) *lid-igoriñ* : *igoret 'vo Ti ar Re Gozh 'benn miz Du*, (fig. - v-br & gall) *DERAOUiñ* (débuter) : l'Ankou inaugure l'année *an Ankoù a zeraou ar bloaz newez* (T)  
**INAUTHENTICITÉ** (19° / *diles* v-br & *anterin / antilin*, *gwir* - gaul.-celt. *uiros / uer-* lat. - ie) *diwirionded* (f.), & (an) *DIWIRION* (*ma oa...*)  
**INAUTHENTIQUE** (19°) *DIWIRION* (& *diles / v-br dilis*, & *anterin / antilin* Ph intègre)  
**INAVALABLE** (hum<sup>t</sup>) < vb *valere* lat. - ie - *bala* sanskr. : force - Littré / *loncate* gaul.-celt.) *TRILONK* (& L 1900 (*bara*) *a dri lounk* & *Ki per trelonk / tarlonk-*)  
**INAVOUABLE** (19°) *MEZH E ANZAV / MEZH-E-DUD...* : *soñjoù mezh o anzav*  
**INAVOUÉ,-E** (18° / vb & *votum voeu* / gaul.-celt. / ex voto βρατυ *breud*) *DIANZAVET*  
**IN-BORD** (angl. / hors-bord - KW *in* & *bord*) = *in-bord*  
**INCA** (17° < ketchua : chef) = *ur gêr inka*, & *an Inka* (*meur*)  
**INCALCULABLE** (18° - *ha*) *n'haller ket jediñ / karkuliñ* (Ph-Prl & *diniver, dreist-goñvor*)  
**INCANDESCENCE** (18° / vb *candere* lat. - ie & *candos* gaul.-celt. > *-gwen-* *kann* NF Le Cann ; C. *gor*) *GOR* m. (& coll.-*enn-où*) : *gor ar forn*  
**INCANDESCENT,-E** (18° < lat. / vb *candere* / *candeur, candide*) *GOR* : *gor eo ar forn / GORET* (pp), *TOMM-GOR* (var. W *TOEMM,-TIOMM-* / *TOMM-TOMM*), (parf. - *braise*) *RUZ* : *glaou ruz* (& Prl *ru'-tan*)  
**INCANTATION** (13° < vn *in\cantare* lat. ; gaul.-celt. *brixta*, irl *briocht*, v-br *bre* LF 89 & *cantalon / kentel*, runo- : *rune rin* & *hud magie* > *hun-vre, bre - an hun : hunvre*) *bre* pl. *BREOU*



**INCANTATOIRE** (19° / in\cantare lat. - kan - ie ; gaul.-celt. (nepi) andigi) *BRE* & formules incantatoires *breoù / inkantator*

**INCAPABLE** (15° / vb capere lat. ; GR (*nep*) *ne deo qet capapl*) *DIC'HOUEST / DIC'HOUEZ, DIC'HOUI-* /'dihuj/ PhS (incapable intellectuellement) : *un di'houï* (Spézet), (*ha*) *n'eo ket EVIT (ober)* : il n'est pas capable de rester en place *hennezh n'eo ket evit chom neblec'h / n'eo ket evid e dreid*, je n'en suis pas capable *n'on ket evid ober; n'on ket kad* /ka:d\/, *MAD / MAT\* DA VANN* : *mad da vann ebed* (T<JG-Ph & *didu* inexercé, *divarreg* incompetent)

**INCAPACITANT,-E** (ad. - Ph) *STRAMM / STRUMM* (W)

**INCAPACITÉ** (16° inaptitude : *an*) *DIC'HOUEST / DIC'HOUEZ (DI'HOUI'* - *ma eo*) m. ; il est dans l'incapacité (permanente) *N'EO KET EVIT (seurt)* / (actuelle, provisoire) *N'EMA KET EVIT (chom en e sav)* & *n'on ket 'walc'h evid laret dit* (Ph) ; (physique) *mac'hagnamant m.-où,-choù,* (gêne) *STRAMM m.-où* (& coll.-*enn-où*) : *ur stramm eo dezhi avat* (Pll<PM / *dic'halloud*)

**INCARCÉRATION** (14° / carcer & chartre - Littre - n.vb.) *karc'hariñ* : *ar c'harc'hariñ minored*

**INCARCÉRER** (13° < lat. / carcer > v-br-gall-irl *carcar*) *karc'hariañ,-iñ* (& *serrezh* enfermer, Prl *kelein / bar c'hel* & arg. prozur < couvreurs de Plouescat *kaluchi ub*)

**INCARNADIN,-E** (16° < it. ; GR *flamm, liou ruz-beo* – trad.) *INKARNAL, RUZ-BEV\**

**INCARNAT,-E** (16° < it. - incarnare / carn-) *RUZ-KELL, RUZ-SKLAER* (GR / Ph rose politiq<sup>1</sup>) ; trèfle incarnat *MELCHON RUZ & melchen douar* (Li)

**INCARNATION** (12° < lat. ; GR *an Incarnacion a vap Doüe*) = *INKARNAS<sup>S</sup>ION* f.-où (relig.) & (*an*) *enkorfañ (ud)*

**INCARNÉ,-E** (16° pp – relig.) *INKARNET, & enkorfet, (Doue) graet den, en den (raktal - conte)* ; le diable incarné *an diaoul paotr* (titre) / *en e gorf* (au corps) ; (ongle *ivin*) *ENKARNET* (& *gourivin m.-où*)

**INCARNER** (14° < lat scol. ; C. & GR *incarni* : *ar verb incarnet / qiga a ra ho couly* – relig.) *INKARNañ / ENKARNiñ, & enkorfañ,-iñ / KIGañ a ra an troc'h / KIZañ* ; (rôle) *c'hoari buhez (ub)*

**INCARTADE** (17° < it. & esp. vb *encartarse / escrime* ; GR *bourd fall*) *OUILHAD m.-où* (& *follezhenn folle équipée*) ; (envers q<sup>un</sup>) *MIL ARD FALL (ub – m.-où)*

**INCASIQUE** (19° / Incas) *Inkais<sup>e</sup>*

**INCASSABLE** (19°) *didorrus, & (ha) n'haller ket torriñ* (intact *DIDORR* & pseudo. Dirnador<sup>r</sup> < *dir na dorr* acier qui ne rompt & devise N-Dame Guingamp 16° *fun a dri gor a vec'h ez torr*)

**INCENDIAIRE** (13° ; GR *entaner, losqer aznad*) *ENTANER, INTANOUR m.-(er)ion* f.1 (& T<JG *c'hwezher-tan* boufeufeu, *losker / dever gouloù* brûleur) ; (ad.) *ENTANUS* : *danvez entanus / intanus* (Prl), *komzoù entanus* ; blonde incendiaire *LOSKADENN* f.-où (fig. & *loskadenn a blac'h*)

**INCENDIE** (16° < lat. / ignis ; gaul.-celt. teno- v-irl *ten*, v-br-corn-gall *tan* & C., GR *tan-goall, entan-adur*) *TAN-GWALL m.-ioù-* : *pa veze tanioù-gwall war ar maez & chacun venait avec son seau lorsqu'il y avait incendie* *peb hini a deue gand e zaill<sup>o</sup> pa ve gwall-tan* (Li<YR / *kloc'h an tan-gwall* tocsin & guerre 1914) ; assurance-incendie *as<sup>s</sup>urañs tan(-gwall)*

**INCENDIÉ,-E** (pp – NL) *LOSKET* : *losket he zi* (Prl) & NL *ar Gêrlosket, Pont-Losket, Prad losket, Ti Losket & ar Werlosket / ar Gerlosket* ; (*unan*) *bet an tan warnehañ* (& *en e di / e gêr*) ; (popul<sup>t</sup> ivre) *PULLUC'HET* (Ph *pullufet / bulumet*)

**INCENDIER** (16° vb in\cindere < candere / candos & gaul.-celt. > *kann* - NF Le Cann / Canndi & *kann - loar* ; GR *entana & lacqât an tan var ur re, an tan-goall e ty ub*) *ENTANAñ,-iñ / INTANO, TANFLAMMiñ, & lakat tan war (ub), LOSKiñ, PULLUC'Hañ,-iñ* (& popul. = enivrer), (reproches) *BLEIZañ (ub / abraziñ ub)*

**INCEPTION** (frangl. < film / Di Caprio) =

**INCÉRATION** (18° < cera lat. > *koer - koar* – n.vb.) *KOARENNiñ*

**INCERTAIN,-E** (14° < certus lat. - ie & gaul.-celt. certi- > *kerzh & a-ger'h* W ; M.17° *incerten*, GR *arvar & var var, douëtus & diaçzur* : *ar maro so sur, an eur anezy diaçzur* – gaul.-celt. couiros & gall *anghywir*) *ANKIVIL (an amzer – Li<LB & aléatoire), DI(A)SUR* : *re a draou disur & dias<sup>s</sup>ur, WAR VAR* : *n'eo ket braw bezañ war var / war varteze, & war var e voued* (& *entre mar, arvar / war varin, diantell* indécis, *war vordo & se zo da 'hoût* - Go<KC), temps incertain (météo) *BRIZH AMZER n.-ioù* (& *furluog an amzer ! - Li*)

**INCERTITUDE** (15° ; m-br (*ez mirer*) *incerten* / M.17°, GR *arvar*, *douët,-ançz*) **MAR** m. (& si) : il n'y a aucune incertitude *n'eus na mar na marteze* (trad. Luzel 19°), *heb mar ebed* (& *heb lakad mar* - adage), dans l'incertitude *entre mar*; **WAR VAR**, **WAR VARTEZE** : *chom war vartese<sup>e</sup>* (& *amzivin* perplexité / *arvar* doute = *douetañs*, & *enk war va lasoù* Lu/Ph *enk warnon non*), (Météo.) **TRELLAJ** m.-où (Are & Y.Gow) : *trellaj g'an amzer*, *etreze o-daou* ; (Mat.<JM) *di(a)surded* (f.)

**INCESSAMMENT** (14° < *cesse* lat. & *cedere* ; GR *hep ceçz* / *hep dale*) **PLAEN(-PLAEN)** : *emaint plaen é torriñ ma revr din* (W<GH / *dalbe'h*), (hum.) incessamment sous peu **BREMAÑ-SOUDEN-DOUE** (T<JG & trad. Ph *bremañ-souden-vatant* < *batant* / *war arruoud* & rime Ph *nep dale*, 'h an da vale nes dale)

**INCESSANT,-E** (16° part.prés. < *cesser* ; GR *hep paouëz* & *hep astal*, *hep ceçz*, *hep ehan*, *hep spanaënn* - Arv.Wu /*sjas/ hemp sias*) **DIBAOUES<sup>e</sup>** : *trouz dibaouez\* ar mor & dis<sup>s</sup>es<sup>s</sup>* (Pr1 = *hemb arsaù*, *dihan* & anc<sup>t</sup> *insessapl*)

**INCESSIBLE** (16° / *cession* & *céder* - lat. . NL-NF *Kerdilès* - Dr - *ha*) *n'oufed dilezel*

**INCESTE** (12° < lat. non chaste *chast* / *glan* - gall *llogdach* / *col*, irl 'berz', basq. > *intzestu* ; 16° *incest* & GR *icest-ou* : *ober un icest*, & *pec'hi gad qar / nes*) = *insest* m.-où

**INCESTUEUX,-SE** (13° < lat. ; GR *icestus* - *tud*, *dimizyou*) = *insestus*

**INCH** (angl. : *pouce* < *uncia* lat. / *unus* - *ie* - gall *modfedd* < *mawd* : *meud* & *meutad* / *meuthed* W, irl *orlach*) = *tri inch* / *tri meutad* (*lien*)

**INCH ALLAH !** (إيشالاه) : *in ša' allâh* si dieu le veut > 'shalla' j'espère & esp. *¡ojala!* - m-br *mar car Doe* devise Ph / *ach doe* > **ATOUE** & *a-toue ya !* - T<EB) / **MA DOUE BENNIGET !** (& *en an Doue*, *dr'an Doue*, *bennoz* / *mallozh Doue*, *mallezh ma Doue* & *mallozh hon dou' dou' dou' !* Ph)

**INCHANGÉ,-E** (18° - gaul.-celt. 5° cambi-) **DIGEMM** (& cf. J.Riou *kemm ebet er vro*)

**INCHANTABLE** (*traoù* - *ha*) *n'oufed kanañ*, & *na ganer ket !*

**INCHARITABLE** (GR *didrugarezus*, *digar* / *divat\** & 'nes karitez / *ranna' ar "galite"*)

**INCHAUFFABLE** (19° - *ha*) *n'haller ket tommañ / toemmein* (W)

**INCHAVIRABLE** (19° / L.Clerc - *bag* / *war eilpenn*) **DIEILPENN**

**INCHOATIF,-VE** (14° < lat. - vb *choare*, grec *χόειν* vb *turiañ* / *krog-*) = *verboù krog / inkoativ*

**INCIDEMMENT** (14° adv. / *incident* - v-br *dar* > *dar\voud*, *dar\bet*, *dar\eo*) **DARBEDIG** (dim. < *darbet* failli), (vb) **DEGOUEZHAñ,-o** (*da / g'*) : j'ai parlé breton avec lui incidemment *degouezhet din kontañ brezhoneg gant hennezh* (Ph & *c'hoarvezet ganin ober* - syn. / par hasard) **DICHAÑSAñ** (*ober*) : *dichañset din komz* (*ganti*)

**INCIDENCE** (13° - gall *dylanwad* < *llanw* v-br *lanu* flux - n.vb. / *darvoud* : an) *darvezañ*, & (influence) *delanwad* m.-où, (Mat<JM)= *insidañs* f.-où : *ar poent insidañs*, (appr<sup>t</sup>) **KROG** m. : aucune incidence (& pas d'incidence) sur la procédure *tamm krog war an afer* (& Are<JMS *drou(g)lañs*, (*gwall*) *levezon*, (*di*)*stok*)

**INCIDENT,-E** (13° < lat. scol. / *cadere* : *choir* & *caduc* / *degouezh-* < *kouezh* ; GR *icidant*) = *insidant* ad. (Mat.<JM), *darvezet* (Ph **DARBET** failli), (petite mésaventure L<MM, & Pll<PM 'atout' - gallo) **ATOUDENN** f.-où : *paket ganen un atoudenn* (Pll<PM) ; (appr<sup>t</sup>) **KROG** (*en ud*) ; (Gram. - *incidente lavarenn*) *darvoud* (f.-où / *darvoudenn-où*) ; (n. - dim.) **DARVOUD(IG)** m.-où : ce ne sont pas des incidents mineurs *n'int ket darvoudigoù bihan*

**INCINÉRATEUR** (19°) **DEVER** (*lastez*) / **LOSKER** (*lornach* - Pr1) m.-ion (f.1)

**INCINÉRATION** (18° < lat. - n.vb.) **LUDUIÑ**, (*ar*) **PEURZEVİÑ** : de déchets *ar peurzeviñ lastez*

**INCINÉRER** (15° < lat. - cinis, cineris - cendre-s ; gaul.-celt. *uluos* / *luto* D. - gall *lloggi yn ulw*) **LUDUañ,-iñ** (*ud*), **PEURZEVİñ** (*korfoù* & Ph *pulluc'hañ* / *poazhañ*, *loskiñ*, *suilhañ*)

**INCIPIT** (19° < lat. : *deraou* - S3) = *incipit* / *deroù* (*levr*)

**INCIRCONCIS,-E** (16° < lat. eccl. - appr<sup>t</sup>) **DIDROC'H**

**INCIS,-E** (18° < lat. ; gaul.-celt. scota : *besaiguë*, irl *scoth* /*skoh/ splinter*, v-br *sce-* & C. *squeig*) **SKEJ** ad. & coll.-enn-où : une incise *ur skejenn* & *lavarenn skej / a-skej* (& *gennet* - Diwan)

**INCISÉ,-E** (pp / ad. & NF Le Flanchec & arg. Brest) **FLAÑCHEG** /-EK\* (**FLAÑCHET** - pp)

**INCISER** (14° < supin vb *caedere* lat. ; C. *squeigeaff* couper, trancher, GR chirurgie *squeiga* : *trouc'ha* - & disséquer) **SKEJal,-añ,-iñ** (abcès, chair, plaie) **FLAÑCHAñ,-iñ** : *flañchañ ar gor*, (poisson pour le vider Mar.<Ki) **SKORCHAñ**

**INCISIF,-VE** (14° < lat. / vb) *SKEJUS*, (personne & fig.) *FLAÑCHER* m.-ion f.1 (NF) & *LEMM* (*e deod & o beg - Mari beg a-raok / o flu(m)enn*), (paroles) *kaozioù a-riot* (W<PYK / Ph vb *RIOTal*) ; incisive *DANT* 'RAOK / *DANT PLAEN* m. (pl.) *DENT*

**INCISION** (14° < lat. - supin vb incidere < caedere) *SKEJ* m.-où, coll.-enn-où ; (plaie & vagin – bêtes & personnes) *FLAÑCH* m.-où (& *fleñch / frañj-*), vb pratiquer une incision du vagin (personnes & bêtes - ex. - vache) *FLAÑCHAñ* (*ar vuoc'h*)

**INCISIVE** (dent) > **INCISIF,-VE**

**INCISOIRES** (GR dents : *dent a ziaraucq*) *dent a-ziaraog* (pl. /-raog)

**INCISURE** (17° - C. *squeigeadur*, GR *sqeijadur*) *SKEJADUR* m.-ioù

**INCITANT,-E** (19° - part.prés.) *IS<sup>S</sup>ITIG* m.-où & ad. (-ik\* - dim.-ig)

**INCITATEUR,-TRICE** (15° - agentif lat.-ator) *IS<sup>S</sup>ITER* m.-ion f.1

**INCITATIF,-VE** (15° - *prizioù*) *IS<sup>S</sup>IT* /-*IS<sup>S</sup>ITAN*

**INCITATION** (14° < lat. ; GR *attizerez*) *ATIZ* m.-où, *BROUD* m.-où, n.vb. (*an*) *IS<sup>S</sup>ITAN* (*d'ober*)

**INCITER** (14° < incitare fréq. vb *ciere* lat. ; v-br *anno*, gall *annog* ; C. *attiffaff*, GR *attiza*) *ATIZañ*, *IS<sup>S</sup>ITañ,-iñ* : *is'itañ an dud da brenañ*, inciter à attaquer *KISa°* /'kisa/ (Li<YR : *kisa eur hi / à aboyer* Ph) *HES<sup>S</sup>al* (& Prl *hiessein ar 'hi*) ; avec une broche (tige) *BROCHAñ,-iñ* : *gante ferier houarn é vrochañ an dud da zañsal* (trad. Dp avec fourches métalliques incitant les gens à danser) = *BROUDAñ,-iñ,-o* (*an dud d'ont*), *BOU(N)Tañ* (*da ober T<JG*) *LAKAad d'ober* (& *hegel* KT-Ph)

**INCIVIL,-E,-MENT** (14° < *civis* lat. ; GR *dic'hraçz*, *amzeread*) *DISEVEN*, *DIZOARE*

**INCIVILITÉ** (16° < lat.) *DIREZON* f.-où : *un direzon eo (evel fumi ' en tren) / DIZOARE* n.-où, (Ph petites méchancetés / misères aux f.) *TRUCH* m. : *ober truch d'ar merc'hed* (Ph<MA)

**INCIVIQUE** (18°) = *insivik* (& *an-* préf. /-*sivik*)

**INCIVISME** (18° / *civis* lat.) = *insivism* m.-où

**INCLASSABLE** (19° < *classis* - excl. Lu) *DISHEÑVEL* ! : *ya disheñvel ! & (ha) n'oufed klas<sup>s</sup>añ*

**INCLÉMENCE** (16° < lat. *Clementia* déesse) *DIDRUGAREZ* f., *DIHABASK* m., *an DIZHARAG ma oe an amzer* (Prl & ad. > *diharèk / dizarak* KW<EE)

**INCLÉMENT,-E** (16° < lat.) *DIDRUGAREZ*, *DIHABASK*, *DIZHARAK* (& Ph *didruez*, *didrugar*)

**INCLINABLE** (20°) *KOSTAPL\** (Prl) & (*hag*) *a c'haller kostezañ /-KOSTE<sup>Z</sup>*

**INCLINAISON** (17°) *KOSTEZ* m.-ioù, *kostechou* (L) : ce champ a une certaine inclinaison *kostez zo g' ar park-se* (Ph), (& descendante, gravité Ph...) *POUES-TRAOÑ* m. (& *lañs-traouñ* - syn. - f.) : *re a boues-traoñ / (montante - C. Knech tnou) POUES-KREC'H* m. (Ph & *lañs-krec'h*, (*ribin-*)*diribin* pente / *riboul-diriboul*, *naou(-dinaou)* versant)

**INCLINATION** (13° < lat. – sens propre) *SOUBLADENN* f.-où : *ober ur soubladenn d'e benn (& stou(ig) - d'e benn - flexion)*, (& fig.) *PLEG* m.-où : *dont d'e bleg kozh, ar plegoù fall (& tech, techet da ud enclin)*

**INCLINÉ,-E** (16° / *clin* ; GR pp *costezet & diribin*) *WAR E GOSTEZ* (m.), (tête T<JG) *WAR STOU* ; (*douar*) *TOSTAL* (Prl & *toStalenn*)

**INCLINER** (13° < *clinare* lat. & *cligner* / *enclin* & *clin* ; C. *anclinaff*, GR *costeza*, *daou-blega*, *stoui* – q.ch. & s'incliner) *KOSTEZAñ,-iñ* : *kostezañ a ra e benn, ur vag é kosteziñ (& kostenniñ / kostigellañ gîter - Mar.)*, *LAKat\* WAR E GOSTEZ* (m.) : *incline-le (Imp.) lak anehañ war e gostez / war he c'host'*, (& s'incliner) *SOUBLañ,-iñ* : *soublañ e gein, e gorf, soubl da benn !* (Li<YR / (se) pencher Ph-KW *stouañ,-o*), (& fig. - céder) *PLEGAñ,-iñ* : *au vent plegañ dindan an avel, aux autres plegañ dirag ar re all, plegiñ pe terriñ* (adage & *ma ne bleges ket 'torri Pll<YP*), (*incliner* à) *BEZAñ TECHET* (*da soñjal / douget, tuet*)

**INCLUANT** (20° - Ling. - part.prés.) = *inkluant* (m.-ed)

**INCLURE** (16°-19° < pp vb / *claudere* – dér. / Mat.<JM) = *inkluiñ / enklozañ, enlakaat\** (Diwan)

**INCLUS,-E** (14° pp < *includere* lat. – Mat.<JM) *enklozet\* / KLOS<sup>e</sup>* ; (*ema-int...*) *E-BARZH* (*ud*) : ça c'est inclus *se zo 'barzh ! & ci-inclus e-barzh hemañ / homañ* (Prl & gratuit à 'n oll) : *un tamm àr an holl (& compris : frejoù hag all & boued da buchur* L)

**INCLUSIF,-VE,-MENT** (17° < lat. – Mat.<JM) *enklozus\**, (appr. Li adv. < *poursu*) *DA-BUCHUR*

**INCLUSION** (17° < lat. – Mat.<JM : n.vb. - *an*) *enklozañ,-iñ*, & *enlakaat\** /-*adur* m.-ioù (Diwan) ; écriture inclusive *skritur-enkloziñ*

**INCOAGULABLE** (18° - sang / co- & agere lat.) *DIBOULOU*, *DIGAOU* (W – lait etc.)

**INCOERCIBLE** (18° < co- & arcere lat. – v-br *ers*, m-br *hars*) *DIHARZ*, & (*ha*) *n'oufed herzel*

**INCOGNITO** (16° < it. / (co)gnat- ie gaul.-celt. (g)nat- & m-br *gneuiff* ; GR *dianaff*) *DIANAV* : *deut dianav (-kaer)*, *HEB 'OÚT DA ZEN* (T)

**INCOHÉRENCE** (18° - lat. (co)haerentia vb haerere ; GR *qendalc'h* – gaul.-celt. delgu) *DIGENDALC'H* m. : *digendalc'h e bolitik (& digempoell)*, *DISUIT* m.-où (Ph : *kaozioù disuit*)

**INCOHÉRENT,-E** (18°) *DIGENDALC'H* : *komzoù digendalc'h, & digempoell (diboell, espoell, brellet, penn-brell type braque)* ; *DISUIT* : *komzoù disuit* (Ph), & *ha n'a ket da benn ebet* (Prl)

**INCOLLABLE** (20° - riz etc.) *DIBEG*, *DIGAOT*, (pers. - *ha*) *n'haller ket gennañ / yennañ, yodañ*

**INCOLORE** (18° < bas lat. / color ; gaul.-celt. > li(u)o- & v-br-gall *diliu*) *DILIW<sup>e</sup>* : *gwer diliv\** (& *disliv(et)*, *livet-fall / livetfallaet*)

**INCOMBER** (18° < incumbere lat. / cubare - couvrir Littré) *DEGOUEZ<sup>h</sup>añ,-out\** (g') : cette tâche nous incomba *ganeomp e oa degouezhet al labour-se*

**INCOMBUSTIBILITÉ** (18° / burere vb latin / bustus > bûche) *DILOSK* m.-où

**INCOMBUSTIBLE** (14°-18° ; v-br *loscitic* NL Cart.Quimperlé, GR *dilosq-* & NF *Dilosquer*) *DILOSK*, & (*ha*) *n'oufed loskiñ, n'haller ket deviñ*

**INCOMMANDABLE** (popul. / pas commandable W<Drean – *ha*) *nend eus ket a gomand dehoñ*, (pers. L<MM / herse Ph) *OGED* m.-où,-joù : *ogedoù ar re-zeoù !*

**INCOMMENSURABILITÉ** (17° - Mat.<JM) *digenvuzuliadusted<sup>\*o</sup>* f., (appr.) *dreist-goñvor* m.

**INCOMMENSURABLE,-MENT** (18° < mensurare vb lat. ie \*me – Mat.<JM) *digenvusuliadus<sup>e</sup>* & l'incommensurable (Guillevic > Helias) *an digenvuzulerez(h)* ; (appr. & adv.) *dreist-goñvor*

**INCOMMODANT,-E** (17°) *DIAEZUS / DIAES* (*d'an holl*), *diakomod* (*c'hwes dour-hao* B. 1909)

**INCOMMODE** (15° ; GR *diæz*) *DIAKOMOD* : *traoù diakomot(oc'h) da labourat* (Ph) ; (personne) *DIAES* (*ober gantañ / kac'her diaes* mauvais coucheur & *diamen, kintus, kintuzet / disañs, randakl* Prl / bretonnismes Ph *kajus, & kleñ, kruel, torr-penn*)

**INCOMMODÉ,-E** (pp - *LAKET*) *DIAES* (T<JG & Ph)

**INCOMMODÉMENT** (16° adv. / ad.) *DIAKOMOD*

**INCOMMODER** (16° < modus lat. & ie ; GR *diæza*) *DIAEZañ,-iñ* : sans incommoder personne *kuit da ziaezañ den & ober diaes (da ub – lastezañ* envahir & fig., Prl *randakliñ*)

**INCOMMODITÉ** (16° ; GR *diæzamand*) *DIAEZAMANT* m.-où,-choù, *DIAESTED* f.

**INCOMMODO** (enquête commodo incommodo - latinisme) > **COMMODO**

**INCOMMUNICABILITÉ** (19°) *DIZAREMPRED* m.-où,-joù (*etre an eil hag egile*)

**INCOMMUNICABLE** (15° / commun < lat. - ie / mû sanskr. - lier) *DIZAREMPRED*, & (*ha*) *n'haller ket kemenn (& digemenn / degemenn - cf. (an) degemenn marw)*

**INCOMMUTABLE** (14° Dr) *diberc'hennapl\**

**INCOMPARABLE,-MENT** (15° < com- & par- lat. & sanskr autre, , gr *παρά* - Littré ; GR *n'en deus qet e bar, dispar*) *HEP-PAR*, *HEB-E-BAR* (m.) : un type incomparable *un den heb-e-bar / ur plac'h hep-he-far & tud heb-o-far* (Ph & adv. : *labourat hep-par / T<JG a'r (g)wella, gwashañ ma hall*), (chose, pers.) *DISPARADENN* f.-où (Ph *esparadenn* vedette etc. & *disparailh / nomparailh* m-br & *disheñvel ! Lu*)

**INCOMPATIBILITÉ** (Mat.<JM & com\put- / m-br *dere*) *digendere* m.-où

**INCOMPATIBLE** (15° / lat. *pati* ; GR *ne all qet padout g<sup>u</sup>evret gad un all* – Mat.<JM) *digendere* & il y a incompatibilité d'humeur *savet imor etrezo*

**INCOMPÉTENCE** (16° / C. *digouzeuz* non fachant, ignorant – gaul.-celt. *barro* & v-br *barr*) *DIVARREGEZH* f.-ioù, *DIBARTABL* (Prl)

**INCOMPÉTENT,-E** (16° < lat. *competere* ; GR *digompetant* – Prl *dibartabl*) *DIVARREG /-EK\** : (*den*) *divarreg a-grenn*

**INCOMPLÉT,-E,-MENT** (14° < lat. - pp vb *complere* ; gaul.-celt. > darne de poisson & angl.) *DARN* : *chomet darn (& e darn inaccompli – cf. W darnbare* équipe incomplète de 7 batteurs, perte incomplète *darngoll* & vb), (gaul.-celt. *cloc-* > cloche, cloque etc.) *DIGLOK* (Mat.<JM), relativement (in)complet (usu<sup>1</sup> Ph) *PEUSKLOK (& peuzdiglok)* : *ur renta-kont peusklok*

**INCOMPLÉTUDE** (20° < com\plet / plein) *DIGLOK*, *PEUSKLOK* m. & (Mat.<JM) *diglokted* f.

**INCOMPRÉHENSIBILITÉ** (an) DIGOMPREN /-idigezh (di- / komprenidigezh) f.-ioù

**INCOMPRÉHENSIBLE** (14° < cum- &prehendere lat. / prendre & prinas gaul.-celt. > *pren-* ; GR *fazyou digomprenapl*) = **INKOMPRENAPL\*** (Pll<PM) : il m'arriva un truc incompréhensible *un dra inkomprenabl<sup>e</sup> a oa degoue't ganin, se zo digompren(apl) ! & digomprenus* ; langage incompréhensible *langaj Pir an Avan(en -TK<MxM - sobriquet / T<JG : nom eun ano) DIZROET*

**INCOMPRÉHENSIF,-VE** (ad - personne - den) **DIZINTENT / DIENTENT**

**INCOMPRÉHENSION** (19° - un) **DIZINTENT / DIENTENT** (m. - n.vb)

**INCOMPRESSIBLE** (17° < pressus supin vb premere - Sc.) **DIVOUSTR**, & (*ud - ha*) *n'haller ket moustrañ (gweskel / gwaskañ)*, (fig.) *n'oufed diskenn (frejoù / mizoù & (périphrase) vb diskenn pep tra er priz izellañ - Dirnador E.Moal)*

**INCOMPRIS,-E** (15° - unan) **DIGOMPRENET / DIENTENTET**

**INCONCEVABLE,-MENT** (16° - lat. (cum)capere / capter etc. ; gaul.-celt. meðð- v-br-gall *med-* > *meiz & me<sup>z</sup> - ie & mens* lat. ; GR *ar pez ne alleur qet da conceo, digoncevapl*) **DIVEIZ** ad. & m. (vb Ki) & *diveizus, (ha) n'oufed meiziñ*

**INCONCILIABLE** (18° < conciliare lat. (cum) cillo - mouvoir, presser / NL) **DIGOMPES**, & (*ha*) *n'haller ket kompezañ, (ha) n'oufed unvaniñ*

**INCONDITIONNÉ,-E** (18° & div. NL / Parc stu) **DISTUZ**

**INCONDITIONNEL,-LE,-MENT** (18° < angl. ; basq. > *itsu-itsu : dall-dall - gall diamodol : unconditional / coinniollach < caoi /ki:/ & caionna pl. - manner, way-s) dreist-divis<sup>e</sup> (& ha n'ema ket dindan diviz)*, (ordre ferme) **KRENN HA KRAK**, (personne & béni oui-oui < *ben-i : mab-me*) **HEUL-HEUL** (Ph NP *Fañch ar Peul ah a da heul*) : *unan heul-heul*

**INCONDUITE** (17°) *gwall gundu / GWALL SKWER n.-ioù (& droukskouer\* / Ph gwall vuhez)*

**INCONFORT** (19°) *digoñfort m.-où,-choù (& diaezamant, an diaes m. / diskoñfort désolation)*

**INCONFORTABLE,-MENT** (19°) *digoñfortus*, (appr. - voiture etc.) **DIAES** (*an tamm oto-mañ*), (négligé) **DISKRULLU** (W) / **DISKURLU-KAER** (KW), & dans une position inconfortable (fam') *a-fourch àr an ahel (W<FL-GH / 'vel ur pesk en ur bod lann & T<JG digevannezus)*

**INCONGELABLE** (17° < congeler - ha) *n'oufed skornañ*

**INCONGRU,-E,-ÛMENT** (14° < congruus lat. / m-br (*ken*)dere) *amzere (dizereat inconvenant, dijaoj & dibrop')*, pas incongru (Prl) **PROP<sup>R</sup>**: *ne ve ket prop dit (Ph / prop dit & prob eo dit !)*

**INCONGRUITÉ** (16° < lat.) *amzere m.-où (& komzoù dizere(at) / dizoare)*

**INCONJUGABLE** (19° < joug - ie - yew<sup>e</sup> - dér. /-PLEG) *dizispleg*

**INCONNAISSABLE** (17° / m-br *aznauuout*) *dianavezapl* (ad. & n.)

**INCONNU,-E** (16° / cognat- ie ; GR *dianaff - ALBB n° 11 connaître*) **DIANAV(EZ)** var. **DIZ-** / **DIS<sup>e</sup>**- ad. & m. : *tud dianavez, ur bobl dizanavez, n'oc'h ket dianavez din (& pp dizanavet din > /di'zã:nã'tin/ Ph<Goadec / Prl dianavet & Kerenveyer 18° (poues) inanavezet & gwrac'h an Inkonu - conte Luzel 19°) & saut dans l'inconnu lamm en dianav, fièvre inconnue (JCM) terzienn ha ne lavare ket he ano°, né de père inconnu (JCM) bugel sant Jozeb, & beuzet e dad e stank ar vilin-avel (Bilzig F.Lay) ; inconnue (Mat.<JM) dianavenn f.-où*

**INCONSCIEMMENT** (adv. / ad.) **INCONSCIENT,-E**

**INCONSCIENCE** (18° / science < scire - Psy.) '*diemouez*' m., (irréflexion) *berrboellegezh f.-ioù, BERRBOELL m.-où (& surn. Barboullig / Milin diboelloù)*

**INCONSCIENT,-E** (19° & inconsciemment) **DISOÑJ** : *un den disoñj & j'ai dû le faire inconsciemment graet disoñj-kaer ganin, 'ouzoc'h 'walc'h (Ph) & diveiz : tud diveiz (vb-a° - diveiza an dud Plz Ki dévisager); (coma) diemskiant (& tud diskiant) & 'diemouez' / digoustiañs, (var.) diouez / dic'houez (YEB<F3 / DI'HOUI PhS < dic'houiz-iek\*) ; (irréfléchi) ANCHAL : anchal mont er-maez g'an amzer a ra (L c'est inconscient de sortir - en mer - par ce temps), (pers.) BERRBOELL(ik\*) dim.-ig m.-ed & f.-enn-ed : petite inconsciente ! barboulligenn ! (YG & Ku > ur barboullig / Pll berrboellig !) ; personne inconsciente (insouciante) PENN-AVEL /-AWEL(ET) m.-où (Arv.W<Drean, T<JG) ; l'inconscient (Freud - 20°) an diemskiant*

**INCONSÉQUENCE** (16° < lat. - sequi & gr ἔπειν - ie - sac & sap sanskr.) **DIAVISTED** f.

**INCONSÉQUENT,-E** (16° < lat. - cum & sequi) **DAVIS** : *an dud diaviz\* & diavis-kaer*

**INCONSIDÉRATION** (GR *dievezded*) =

**INCONSIDÉRÉ,-E,-MENT** (15° < lat. vb < siduq, sideris / s(t)ir gaul.-celt. & germ. - ie ; M. 17° & GR *dievez*) *dievezh* : propos inconsidérés *komzoù dievezh / kaozioù disuit* (Ph & *un den disuit / berrboell(ig), flaw*), (adv.) *FAOT-DIFAOT*

**INCONSISTANCE** (18°) *DIZALC'H* m. (& n.vb /-en)

**INCONSISTANT ,-E** (16° < con- & stare vb - ie / gaul.-celt. delgu) *DIZALC'H* (& *hep dalc'h ebet, tamm dalc'hañs*), (nourriture / v-br) *DIFONN* : *traoù difonn, FLAK* (div.) : *flak eo da yod, tud flak*, (& irréflechi NF Flao) *FLAW* /flaw/ : *paotred flaw, ur plac'h flaw* (Ph), pers. inconsistance *PENN-FLAW* m.-où (f.) *FLAWENN / FLAVENN* f.-ed ; tissu inconsistant *RIDELL* m.-où (fig. / sas & mou *gwag / gwak\**)

**INCONSOLABLE** (16° / NF Soulas & 'choulas<sup>s</sup>enn') *disoulas /-choulas* & (*ha*) *n'haller frealziñ*

**INCONSOLÉ,-E** (pp vb consolare < con & solus / entier) : Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé, Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie : Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé Porte le soleil noir de la mélancolie (cf. *El Desdichado* – Nerval 19° / NF Cudennec Ph) *Me eo ar C'hudenneg, - Intañvet, - Diskonfortet, Priñs Akuitania aet e Dour en e boull : Ma Steredenn 'meti zo maro ha ma 'oud' stergannet, Ema warnañ heol du ar velkoni*

**INCONSOMMABLE** (19° / consommer < summa - ha) *n'oufed koñsomiñ (evañ na dibriñ...)*

**INCONSTANCE** (13° < lat. - con- / stare - ie ; GR *berboëll, dibarfed-*) *DIBARFETED* f. (& *an dibarfet ma oa, dibarfes<sup>s</sup>ion* f.-où), *DIBOELL* m.-où (& NL Pll *Milin diboellou*, Prl / *po<sup>e</sup>llad* constance) & (personne) *skañvbennegezh* f.-ioù, (de q.ch.) *VALIGAÑS* f.-où

**INCONSTANT,-E** (13° < lat. ; GR *barboëllicq, dibarfed, scanvelard, hedro / a dro da bep avel*) *BERRBOELL(IG /-IK\* Ph > barbellik-ed* papillons), *SKAÑVBENN(EG), DIBARFET, F<sup>o</sup>URLUOG* (*an amzer, ar glao<sup>o</sup> L<MM & PEll. 18°*) / (chose - inconstante) *VALIGANT* : Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ? (Racine 17°) *Me'z karie berrboellig, petra 've bet fidelig ?*

**INCONSTATABLE** (rare / stare - ie - ha) *n'haller ket stadañ*

**INCONSTITUTIONNALITÉ** (cf. *Bunrecht* irl. Constituion) *divonreizh*

**INCONSTITUTIONNEL,-LE,-MENT** (18° / irl *bunrecht* constitution – gaul.-celt. buna : base - NL Bongoat etc. & rextu - ie & lat. - recta, recto - reizh) *divonreizh*

**INCONSTRUCTIBLE** (20° / con\struire - douar-defis<sup>s</sup>) *DIDO*

**INCONTESTABILITÉ** (18°) *DIGABAL* m.-où, & (*an*) *direndael (ma oa)*

**INCONTESTABLE,-MENT** (17°) *DIGABAL*, & *direndael* (FV / *diarvar*)

**INCONTESTÉ,-E** (17°) *digontest*, (maître incontesté) *PENN BRAS-BRAS*

**INCONTINENCE** (12° ; GR) *DIREIZHAMANT* m.-où,-amañchoù

**INCONTINENT,-E** (1 / continere & tenere lat. - 13° < lat.) *DIREIZHET* : *he mab zo direizhet*

**INCONTINENT** (2 - 13° ; GR *qentiz / qerqent* & C. *Quent*) *a-droc'hamant* (T<JG *a-droc'h-mogn / a-droc'h-trañch*), (*KER*) *KENTIZH* (Arv.W / Ph *kenkent & kerkent* - KW ), *inkontinant* (trad.)

**INCONTOURNABLE** (20° *ha*) *n'oufed dioueriñ, DA A-WALC'H* (*kaout se, prenañ anezho*)

**INCONTRÔLABLE** (19° < contrerole < rota - ie - roue) *DIGONTROLL / DIREOL*

**INCONTRÔLÉ,-E** (pp) *DIGONTROLLET*

**INCONVENANCE** (16°) *amzereadegezh* f.-ioù, (appr.) *DROUG* m.-où : (*tamm*) *droug ebed* (T<JG-Ph & *drouk-c'her* impropiété)

**INCONVENANT,-E** (18° < con\venir vb / m-br *dere-*) *amzeread /-at\** (& *dizereat* incorrect), *DIFES<sup>s</sup>ON* (K<PYK & Ph / *dijaoj & drouk-*)

**INCONVÉNIENT** (13° < inconvenientem vb venire - GR *goall & drouc-eür* – embarras) *CHASTRE* m.-où : *nag a jastre / chastre ganto !* (L mut. 1), (appr.) *DIAEZAMANT* m.-où,-amañchoù : trop d'inconvénients ! *re a ziaesamant<sup>e</sup> ! (& re ziaes dezho !)*

**INCONVERTIBILITÉ** (20° < con- & vertere - ie) *DICHEÑCH* m.-où

**INCONVERTIBLE** (16° / GR *cench*) *DICHEÑCH* (*moneiz*), & (*ha*) *n'oufed koñvertis<sup>s</sup>añ*

**INCOORDINATION** (19° Med. - appr<sup>1</sup>) *STROALLEG* (ad. & n. / NF *lopes & dopes*)

**INCORPORABLE** (19° - *ub, ud*) *da rejimantiñ / DA VUREVIÑ* (passer le conseil de révision)

**INCORPORATION** (15° < lat. – amalgame n.vb.) *TOUEZIAN<sup>ñ</sup>* : *an touesiañ<sup>e</sup> meur a dra d'ober unan*, (Mil. - ar) *REJIMANTIÑ / BUREVIÑ* (*konskrived* - Pl<PM)

**INCORPORÉITÉ** (& incorporalité / corpora pl. & corpus) *DIGORF* m. /-elezh f.-ioù

**INCORPOREL,-LE** (12° < lat. ; GR *digorporal* & *n'en deus qet a gorf* – gall *di-gorff*) **DIGORF**  
**INCORPORER** (15° < bas lat. & *corpus pl. corpora* > C. *Corf*; GR *ober unan* – q.ch.) **TOUESiañ**  
(L) / **TOUEZiañ\*** (*traoù*), **FONTañ,-iñ** (*an eil e-barzh egile / traoù* – Ph), **LAK'** (*E-BARZH...* &  
*mesk-diveskañ / kej-digej*) ; (Milit.) **REJIMANTAñ,-iñ** / **BUREViñ** : *burevet da driwec'h vloaz !*  
(Pll<OB / *enrollañ soudarded & ar(r)ollet*)  
**INCORRECT,-E,-MENT** (15° <-rect- ie gaul.-celt. *rextu / rectus* lat. - ie ; v-br *reith*, GR *qerreiz*)  
**DIREIZH** : mots *gerioù direizh & digerreizh* : *ur respont digerreizh (& traoù ha n'int ket reizh /*  
*tud reizh* TK gens corrects d'esprit civique) ; (moralement) **DIZEREAT\*** : *ur gwiskamant dizereat* ;  
(langage : *brezhoneg / galleg*) **PORC'HELLEK\*** (TK<MxM & MC / *forc'hellek\** / (*ha n'eo ket*  
*yac'h & a-dreuz de travers*), personne parlant de façon incorrecte (grossièrement) **GENOÙ LOUS** :  
*hennezh en deus / zo ur genoù lous 'hat !* (Ph)  
**INCORRECTION** (16° / rect- ie) **DIREIZH** m.-où *digerreizh* m.-où, (une) **DIREIZHADENN** f.-où,  
(morale) **DIZEREADEGEZH** f.-ioù  
**INCORRIGIBLE,-MENT** (14° - *corrigo* lat. / reg-; GR *discourrich* – enfant) **DISUJ** / **DIREIZH** :  
*bugale disuj & (bugel) dispak ha displait* (Prl / *displeit*)  
**INCORRUPTIBILITÉ** (15° - déverbal) **DILOVR** / **DIVREIN** (m. & n.vb - usu<sup>l</sup> Ph)  
**INCORRUPTIBLE,-MENT** (14° < bas lat. & *co'rumpere, corruptus* pp / v-br *lebred*, m-br *loffr* ;  
GR *na all qet goasta na breina*, gall *gonest*) **DILO(V)R** / **DIVREIN**, (pers.) **MIL ONEST**  
**INCREDIBILITÉ** (16° / *credo* lat. - an) **INKREDABL** - *ma'z eo* (m.)  
**INCREDULE** (14° / vb *credere* lat. ; GR *discred-icq*) **DISKREDUS** (& *diskredig* sceptique,  
*inkredour* incroyant / cf. NF *Incrédule*)  
**INCREDULITÉ** (14° < lat. ; GR *discredançz & discredenn*) **DISKREDAÑS** f.-où  
**INCRÉÉ,-E** (15° ; GR *so a viscoaz, ne deo qet bet crouet*, la sagesse incréée *ar furnez eus a Zoüe*)  
**A-VISKOAZH** (*DA VIRVIKEN*), & (TK) *deus biskoazh / 'nes bezañ krouet*  
**INCRÉMENT** (18° Mat. < angl. & *incrementum* lat. / *crescere* – gall *codiad*) = *inkrement* (m.-où)  
**INCREVABLE** (19° < vb *crepare* lat.) **DIRENNET** (fig.- personne), (NF *Corfdir* / *Corfdyr*, *Taldir*)  
**DEN DIR**, **DIR ENNAÑ** / **DIR OC'H OBER ANEZHAÑ** (& *den houarn, ki-labour, Prl jô labour,*  
*loenden* forçat fig. T<JG), (enfant) **DISKUIZH-TRE**  
**INCRIMINABLE** (*crimen,-inis* lat. - m-br *carez* ad. / *digarez*) *karez*  
**INCRIMINATION** (19° ; m-br *a pep carez & gall cerydd*) *karez* f.-ioù : *le mel ar gare'* (W & LH)  
**INCRIMINER** (16° < lat. / *crimen* & gr *κρίμα* jugement vb *κρίνειν* / crise ; m-br *lech d-e*  
*carezaff / di-garez-et* & GR – W / m-br *ancrimet* < *encrimé* *Mirouer* 16° *e-n Abym ancrimet* & DJ  
*acrymet*) ; **KAREZiñ** (*ub*) : on incrimine la nourriture *kareziñ a raer ar boued* (W<LH & blâmer)  
**INCRISTALLISABLE** (18° / *cristal* lat.-gr < *κρύος* gel) **DISTRINK**  
**INCROCHETABLE** (19° & divers) **DIGROG** : *etre krog ha digrog*  
**INCROYABLE,-MENT** (16° < *credere* lat. & *cre\do* - don & *coeur* Littré ; GR *discredapl*)  
**INKREDAPL\*** : *inkredabl' a-walc'h eo !* (Ph & *diskredabl* impensable), **BISKOAZH C'HOAZH !**  
(& *biskoazh kemend-all - pevar lagad d'ar marc'h dall / biskoazh gwell ! excl.*), c'est incroyable  
**JOVAJ** (*klevet se / brutal ! disañs !*) ; **INKOMPRENAPL\*** (Ph-Tu) : *un dra inkomprenabl -*  
*c'hoarv'et ganin* (Pll<PM) ; (adv. & excl.) **DI'HONE'** (*dic'ho(u)ne(z) / di'honi'* TK) : *kaer*  
*dic'hone'* ! (Plougonven<MC... & nouvelle de R.Huon)  
**INCROYANCE** (19° / *credo...* ; GR) **DISKREDENN** f.-où, **DISKREDONI** f.-où  
**INCROYANT,-E** (18° part.prés.) **INKREDOUR** (var. **EN-**) ad. & m.-ion f.1 : *me n'on ket (un)*  
*inkredour !* (& *amgristen* non-chrétien, *difeiz* mécréant, *digredenn* irreligieux)  
**INCRUSTANT,-E** (18° part.prés. / *crusta* - lat. - *croûte* : *doureier*)-*kreunenniñ*  
**INCRUSTATION** (16° - pl.) **KREUNENN** f.-où & n.vb. ; (imprégnation) **INTRADUR** m.-ioù  
**INCRUSTE** (pers. – film fig. / NF & surn. Prl *lambin* etc. - dim.) **GENVEUR** : *ur genveur(ig)*  
**INCRUSTÉ,-E** (odeur etc. / pp vb) **INTR** : *intr eo (c'hwezh ar maged) !*  
**INCRUSTER** (16° < lat. & s'incruster) **KREUNENNiñ** (& *kreuniañ / (s') encroûter, krestenenniñ*  
(s') entartre), (odeur & s'imprégner) **INTRañ,-iñ** : *intret ar c'hwezh* ; (fig.) **PENNDEVEZHiañ,-iñ**  
('ti *ub / flec'ha ti tud all*), (personne - Prl *traînailler*) **GEN(V)EURiñ** & (en fin de conversation :  
*dont*) *ba lost 'n gaoz* (Ki<PYK & Ki<IK *ober gwrizioù / Ki logo(denn)niñ, lugudiñ, topinad...*)

**INCUBATEUR,-TRICE** (19° < cubare vb couvrir - cf. C. Gor, 17° goreres f. : couveuse) *GORER* m.-ien f.1 & incubateur d'entreprises *gorer staliou*

**INCUBATION** (17° ; m-br e gor) *GOR* m. (& coll.-enn-ou) : besoin de l'incubation maternelle *ezomm° gor e vamm - en-neus an evn* (oiseau – T<JG-Ph) & en incubation *e(n) gor*

**INCUBE** (14° < incubi lat. : couché sur - cauchemar – gaul.-celt. dusios / *an Duzed - Barzaz Breiz* & *teusioù* /tœsju/ Pll / *teuzoù* /tø:zow/ E ; GR *diaoul mac'her* / *moustrer*) *MAC'HER(IG-NOZ)*, *MOUSTRER(IG-NOZ)* m.-ien /-igoù-noz (dim.)

**INCUBER** (18° < lat. – GR & NALBB n° 388-9 couvrir var. LT *GWIRIÑ* base *GOR-*) *GORIñ*

**INCUIT,-E** (antonyme / cuit - cf. NF Poezévara & var. / NF Pincuit) *DIBOAZH* / *DIBO EZH*

**INCULCATION** (n.vb. / vb - ar) *PLANTañ* (*PENN* & *traou* en o fenn)

**INCULPABLE** (19° - hag) a c'haller *kehuziñ* / 'haller *TAMALL* (da ub)

**INCULPATION** (16° lat. / vb ; v-br-corn-gall *cohud-* & gall *cyhudd*) *kehuz* m.-ioù (usu<sup>t</sup> *TAMALL - ud da ub* / *BEC'H - taolet war ub, warni...*)

**INCULPÉ,-E** (19° pp > n. - v-br & gall) *kehuzidig* m.-ion / (ub) *TAMALLET*

**INCULPER** (16° < in & culpa lat. / *dre va faot - mi culpa* esp. ; v-br *cohud-* & corn, gall *cyhuddo - LF*) *kehuza* (ub / *kareziñ* & Ph usu<sup>t</sup> *TAMALL ub / ud da ub* accuser q<sup>um</sup> de q.chose)

**INCULQUER** (16° < inculcare lat. / calcare : presser ; GR *lacqât en e benn dre e lavaret alyes*) *PLANTañ,-iñ E PENN* (ub) : *plantañ galleg en o fenn* (a veze graet & klasket ober)

**INCULTE** (15° < cultus pp vb colere - sol inculte / NL) *MENEZ* : *douar menez* (VBF<PT & P.Flatrès / NL Ros-, goarem & *fr(a)ost, kagn* & *douar kri'* Prl) ; (div. & barbe) *DIFEZ* : *tud difez & difez o baro* (& *distuz, dizesk & gouez* – NF) ; inculte et brodé (Hugo / Breton) *difez ha brodet* ; butte inculte *SEURKENN* f.-où : *seurkennoù kostez ar Menez Du* (Ph & K *rukagnoù / Ru-*)

**INCULTIVABLE** (18° / NL) *BREIN* : *Parkoù brein, Poullou brein, KAGN* ad. (& chiendent W<ALBB syn.) ; (hauteur - Pll) *RUKAGN* m.-où & *rukagnaj* (K<LK)

**INCULTIVÉ,-E** (ad.) *DISTU<sup>z</sup>* / (pp *douar chomet*) *DA BAOUEZ* (Prl *douar da b'oués* /bwe:s/), (*tachenn*) *e(n) sovajiri* (KT / L<MM) *KRIZ* (*e zouar gantañ : labouret fall*)

**INCULTURE** (18° & fig. / cultus) *GOUEZE(U)RI* f.-où : *revenue en inculture aet e gouezeri, & gouezeri an dud-se, SOVAJIRI* f. : *douar aet en sovajiri* (T<F3 / TK<MxM & NL Ph Pont-Troël / NF Troel champ non cultivé) *TROELL* f.-où / *TROELLA* (y faire paître & *gwrिमenn-añ* / chaintre & syn. L *relacha / grizienni' & amheuliata...*)

**INCUNABLE** (19° < lat. Catholicon 15° paru 1499) *EUREIER* pl., *hen vouladur* m.-ioù (Diwan)

**INCURABILITÉ** (18° / cura lat. & n.vb.) *DIBARE* m.-où

**INCURABLE,-MENT** (14° < lat. ; GR *diremed*) *DIBARE* : *kleñvejoù dibare* (& *diremed*)

**INCURIE** (17° < un\curia lat. & gl C. *goallegez*) *DIBREDERI* f.-où, & *divredamant* m.-où (KW<PYK), *GWALLEGEZH* f.-ioù

**INCURIEUX,-SE,-MENT** (16°) *DIGURIUS* & (adv. 16° Montaigne) *digurius-kaer*

**INCURIOSITÉ** (15° < lat.) *diguriusted* (f.)

**INCURSION** (14° < courir lat. & cursus ; gaul.-celt. redo- & catu- : combat ; GR *rederez a vresel, argadenn & algaradenn*) *argadenn* f.-où (*an Normanted / algaradenn* *algarade* < الغرة)

**INCURVATION** (16° - v-br *crum* & NF Crom) *KROMMADUR* m.-ioù (& *krommenn* cintre)

**INCURVÉ,-E** (pp / ad. - NF Crom & Croum : *KROMM*) *KROMMET*

**INCURVER** (12° < curvus lat. & s'incurver) *KROMMAat\** (vb 2 / *krommañ* recourber & courber *kammañ - rod*), (parf. - tel le rotin) *ROTINIñ* (Wi<PYK / *koad-kamm* bag Douarn. Ki<PD & gaul.-celt. Larzac < PYL regi(c) cambion redresser courbres - os & ? *cam\ion / Kammienn* des Le Cam...)

**INCUSE** (17° < incusus lat. & vb cudere - frapper / médaille) *untu* (ad. & m.)

**INDAGUER** (Région. – Belg Dr < lat. = enquêter) *INKLASK* / *EMGLASK* (*ENKLASK*)

**INDATABLE** (20° < data (littera - lettre) donnée) *deziad ebet dezhañ* / 'NES DEIZ (*EBET*)

**INDE** (ad. < NL & indigo ; C. *Indaff* 'inde, india', GR *monet d'an Indès - ar sav-héaul / ar c'huz-héaul & coad Indès*) *indese* ; NL l'Inde (20°) *India* & les Indes *an Indez\**

**INDÉBOULONNABLE** (20° / boulon) *ha n'oufed diskar / distroadañ*

**INDÉBROUILLABLE** (18° / bru-ir germ. & celt. ?) *ROSTL* : *yeot rost'* (var. Ki, Pgt & Ph... : /rost/ / *rouestl & reustl*) & *tri mil rouestlet*



**INDÉCELABLE** (20° / celare lat. - ie / *bugel...* - ha) n'haller ket diskuzh

**INDÉCENCE** (16° < in & decere vb lat. - NF Doaré) *DIZOARE* n.-où, (métonymie / paroles) *SKOLPADENN* f.-où (& *vilenaj* indignité)

**INDÉCENT,-E,-EMMENT** (14° < lat. / NF Le Doaré, NL Quillidoaré) *DIZOARE* : *kaoziou dizoare* (GR *amzere, dizereat, disonest & difes<sup>s</sup>on, koll-mezh*)

**INDÉCHIFFRABLE** (17° < صفر *şifr* - ha) n'haller *disifrañ*, & écriture indéchiffable *skritur kazh* (Ph / adage : *azen dre natur / na oar ket lenn e skritur*), (pattes de mouches pl.) *skrabadennoù yar*

**INDÉCHIRABLE** (19° / \*sker - ie - Littré) *DIRAMP(L)*, & (ha) n'hallet ket (di)ro<sup>e</sup>giñ

**INDÉCIDABILITÉ** (Mat.<JM) *andes<sup>s</sup>idadusted* (f.)

**INDÉCIDABLE** (Mat.<JM – Log.) *andes<sup>s</sup>idadus*

**INDÉCIS,-E** (15° < bas lat. / decisus & décidé ; GR *arvar*) = *arvar* (& (en) *arvar, (en) entremar, war var / war varteze*), (rester indécis) *chom var vete goût*, (& hésitant) *DIEGIUS* (d'ober) ; (contours, couleurs) *DISPES* (Prl *dispeis / dispis* < *spis*) ; (personne négligente) *DIZINTRUDU* : *pegen dizintrudu !* (Go<SL) ; (métonymie & personne insatisfaite – TK<MxM) *CHENKER, TASTORNER, TERLEPER* : *Fañch an Terleper* (Ku<JPh / *tarlipat*), *TERMER* m.-ien f.1 (T<JG evel *Kêzig* (n'a war du ebed) & na tre na lano<sup>o</sup>)

**INDÉCISION** (17° - personne) *DIZINTRUDU* m. / *DIEGI* (f.), *TASTORNEREZH* m.-ioù (& n.vb. : *an terlepal*) ; (chose) *DISPES* m.

**INDÉCLINABLE** (14° < lat. Gram. / clin... – ha) n'haller ket *deklinañ*, (appr.) *DIRE(F)US*

**INDÉCOLLABLE** (appr<sup>t</sup> / colle) *DIBEG*, (ha) n'hall(er) ket *dibegiñ / dispegañ*

**INDÉCOMPOSABLE** (lat. / compositus & componere - ha) n'haller ket *digejañ*, & (Mat.<JM) *andigompozadus / A-BEZH-KAER*

**INDÉCROCHABLE** (20° - ha) n'haller ket *diskrogiñ / diskrougañ*, (jouet) *KROG-DISKROG*

**INDÉCROTTABLE** (17° < crotte - germ. / crusta etc.) *LOUDOUR-PEST* (L & Ph *lous-brein*), (vét. L<MM après lavages) *TER(R)ENET / TAR(R)AS<sup>s</sup>ET* (*dilhad fank, stronk, strouilh / strod*) ; (fig. - lourd d'esprit) *POUD* : *poud e spered / Spered-berr* (surn. - conte...)

**INDÉFACTIBILITÉ** (17° / défaut & fallere vb lat.) *hep-defot* (m.-où)

**INDÉFACTIBLE,-MENT** (16° - m-br *hep quet a sy*) *NES-DEFOT*, & *hep-ked-a-faot / hep-ket-si*

**INDÉFENDABLE** (17° < vb de\ fendere - ha) n'oufed *difenn*, (appr<sup>t</sup>) *DROCH-PIK*

**INDÉFINI,-E** (14° < de\ finire lat.) *DIDERMEN(ET)* & (Mat.<JM) *antermenet* (& *diharz-où*) ; (Gram.) article indéfini *ger-mell amstrizh*, (mot) *amresis*

**INDÉFINIMENT** (16° adv. / ad.) *DA VIRVIKEN ATA<sup>o</sup>* (& *ur viken* une éternité fig.) ; (Mat.<JM) : indéfiniment dérivable *deveradus-dibaoues<sup>e</sup>*

**INDÉFINISSABLE** (vb de\ finir - ha) n'oufed ket *termenañ*, (fig. – plaisir) *ISKIS* : *ur blijadur iskis*

**INDÉFORMABLE** (19° / forma lat. & gr μορφή) *DIBLEUSK* (Prl), & (ha) n'oufed *distummañ*

**INDÉFRICHABLE** (terre / frisch germ. - frais & NL Parc Frost *fraost - douar*) *WAR E GOZH*

**INDÉFRISABLE** (19° / cheveux frisés) *ROD* : *ble(v) rod*, (une indéfrisable) *kammellennoù pl., (un tamm) klaouieriñ, (tammou) RODELLOÛ* (pl.)

**INDÉHISCENCE** (18° - v-br *hil* & vb *di(s)hil-iañ*) *HIL-DIHIL* m.-ioù

**INDÉHISCENT,-E** (18° < hiscere vb & hiare / hiatus - appr<sup>t</sup>) *HIL-DIHIL*

**INDÉLÉBILITÉ** (18° / tache de roussi indélébile) *KARADUR* m.-ioù (& f. W<GH : *ur garadur*)

**INDÉLÉBILE** (16° < lat. – gaul.-celt. caro- / carus lat. - ie) *KARET* (& taché au fer / *dantet*) ; tache (indélébile) *ur garadur*

**INDÉLICAT,-E,-MENT** (18° < in, dé- & liquare lat.) *DIVILZIN / DIJEN* (Ph) : *un den dijen* ; personne indélicate *CHASTRENN* f.-ed (Prl > *ur jaSt'enn & dizonest / huizour* W<LH le 'huizour' ayant engrossé la f.)

**INDÉLICATESSE** (18° < ad.) *DIVILZIN* m.-où, & (n.vb. : an) *DIVILZINIÑ* (W<Heneu *diverzin-*) : commettre une indélicatesse *ober laeroñsi*

**INDÉMAILLABLE** (maille < macula lat. - ha) n'haller ket *divailhañ / DIVAILH*

**INDEMNE** (16° < damn- lat. & daon ! / C. *Pistigaff*) *DIBISTIG* : indemne et en bonne santé *yac'h ha dibistig*, & *divles<sup>s</sup>* (& *dic'hloas, divac'hagn* valide, *dizrouk & dic'haou*)

**INDEMNISABLE** (19° - hag) a c'haller *dic'haouiñ / digoll, dizomachiñ*

**INDEMNISATION** (18°) *DIC'HAOU* m. : *un tamm dic'haou dit* (Pll<PM / *digoll-ou*) & n.vb.

**INDEMNISER** (15° & *indemner* 16° ; GR *digoll*) *DIC'HAOUiñ* : *piw a zic'haouo ac'hanoc'h ?* (Ph - syn. / *DIGOLL*), *DIGOUSTañ,-iñ* (& *difrejañ, diviziñ, dizomachiñ / digoll ub*)

**INDEMNITAIRE** (19°) *DIC'HAOU / DIGOLL* : *arc'hant dic'haou* ; (personne) *DIC'HAOUE*

**INDEMNITÉ** (14° < *indemnus* lat. ; GR *digoll, digoust*) *DIGOLL* m.-où : *indemnités journalières digolloù dre zevezh, de licenciement digoll dic'hopra*

**INDÉMODABLE** (20° < *modus* lat. - ie - ha) *n'oufe mont dic'hiz* (& *diouzh ar c'hiz bepred*)

**INDÉMONTABLE** (20° - ha) *n'haller divontañ / A-BEZH* (eo da zor !)

**INDÉMONTRABLE** (Mat.<JM) *dianatadus, & (ha) n'oufed anataat\**

**INDÉNIABLE,-MENT** (18° < *déni* - v-br / gall *diwad*) *RE WIR !* (Ph & Pll<PM *ne nac'han ket & n'on ket 'vid nac'h / m'en asur, me 'warant dit !*)

**INDÉNOMBRABLE** (numero lat. / v-br *nimer*) *diniverapl\**

**INDÉNOUABLE** (vb nouer - ud) *'nes diskoul(ou)m* (& var.)

**INDENTATION** (19° / dent - ie) *DANTEREZH* m. (sens pl.)

**INDÉPASSABLE** (19° / pas & vb) *dreist-tremen* (*distremen*)

**INDÉPENDAMMENT** (17° < de- & *pendere* - GR *hepdoc'h* / ad. *DIZALC'H* / *'nes dalc'h*), (*indépendamment de*) *'NES KONTO* (*tra-mañ-tra*), (fig.) *EN TU-HONT* (*d'e leve*)

**INDÉPENDANCE** (17° / *pendere* ; gaul.-celt. Banassac delgu, GR *disepondanz / beva en e roll*) *DIZALC'H* m.-où / *dizalc'hañs* f.-où : *an dizalc'h bro & dizalc'hañs vroadel, DIEUB* m. (& ad. / *Ti dieüb < di\ac'hub*) = *hon indépendanz / spered e zidépendanz* (Laouenan c 1830) & *garder son indépendance avant le mariage* (trad. W<Drean) *klask ha me a glasko, ma ne gavomp ket ni em gemero*, (Mat.<JM) *dizepantusted* (f.)

**INDÉPENDANT,-E** (16° / *pendant part.prés.* / *nessamon* delgu linda gaul. ; GR *dise pant, nep na zepant eus a necun*) *DIZALC'H* : *ur bobl dizalc'h, sindikad dizalc'h, labourerion dizalc'h / dizalc'het & dizepant* (*diouzh* - Mat.<JM), (& *libre - non occupé & enceinte / ac'hub - Ti*) *DIEUB* : *ur spered dieub* (*dieüb*), *dieupoc'h*, (*d'esprit etc.*) *DISPARL* : *ur spered disparl, & (caractère ind.) dioutañ e-unan, (plac'h) ganti he-hunan* (T<JG & *deut eus dindan treid ar re all*), *faire l'indépendant* (*g)ober e benn person* (W/Ph *c'hoari e benn & mont en e roll / digabestr, dishual ha digabestr, distag-kaer, distrob / distrobell*)

**INDÉPENDANTISME** (18°) *dizalc'herezh* m.-ioù

**INDÉPENDANTISTE** (20°) *dizalc'hour /-er* m.-ion f.1 = *independantisted ar C'hebek* (m.-ed)

**INDÉRACINABLE** (18° / *racine* - ha) *n'haller ket diwrizeniañ*, (appr<sup>t</sup> - ALBB n° 589) *KAGN*

**INDÉRÉGLABLE** (*regula* lat. / re- ie - ha) *n'haller ket direoliañ*

**INDESCRIPTIBLE** (ha) *n'haller ket deskrivañ*, (appr.) *dreist-depegn, MELL-DIVELL* (Pll / NF)

**INDÉSIRABLE** (19°-20° - *désir < sidus,-eris* - appr. NF Mallegol & Mallegas) *MALL-E-GOLL ! / MALL-E-GAS !* & (*indésirable à l'embauche - Mar. / marin*) *war ar c'haier ruz* (T<JG & Ph *sklanker / dic'hoantet non désiré & NP Idunet, Pluzunet*)

**INDESTRUCTIBILITÉ** (vb *dé\truire* - an) *DIZISTRUJ* m.-où

**INDESTRUCTIBLE,-MENT** (17° < *destruere* lat.) *DIZISTRUJ*

**INDÉTECTABLE** (20° < angl. & lat. - ha) *n'oufed detektiñ*

**INDÉTERMINABLE** (15° / *terminus* - ha) *n'oufed termenñ*

**INDÉTERMINATION** (17° < *terminus* - psy.) *AMZIVIN* m.-où (& *entremar expectative, arvar doute*), (Mat.<JM) *andeterminadur* m.-ioù

**INDÉTERMINÉ,-E** (Mat.<JM / *terminus* lat.) *andeterminet* & *une indéterminée andeterminenn* f.-où ; *pour une raison indéterminée evid abeg pe abeg / abeg-mañ-abeg, & un abeg dianavet* ; (pers. - GR *arvar eo c'hoaz*) *en amzivin emaon* (& *en arvar, war var eus e jeu*) ; (struct.) *PE* : *un jour, un temps, une personne indéterminée ur pe ze(iz), ur pe zen, ur pe amzer* (& *n'ous pegeit / nombre indéterminé naouspet hini, nouspet den*)

**INDÉTERMINISME** (19° / *termen* < lat.) = *indeterminism* m.-où

**INDÉTRÔNABLE** (ha) *n'haller ket didronañ* (& *distroadañ / diskar*)

**INDÉVOT,-E,-MENT** (GR *disevot*) *DIZEVOT*

**INDÉVOTION** (GR *dizevocion* f.-ou & Ern. W) *dizevosion* f.-où

**INDEX** (16° lat. : qui indique - irl. > *innéacs* ; v-br & C. *bes, bis* & gaul.-celt. *iutta* ; GR *bis yod* & *besicq ar vagueurès* – doigt) *BES<sup>e</sup> / BIZ-YOD* m., (surn.) *KOF YOD* m. (Go<KC & *lip ar pod / biz meud*), *MAGEREZ* f.-ed (& GR *diskulier* m. ; W *spleitenn, steudenn* languette) ; (liste – GR / Tranta) *ROLL* m.-où & *index lexical roll-gerioù* (& cf. *Son ar binioù Ph<Goadeg un eñdiker, un ibil berr, un ibil-beuz ba'n i c'henoù*) ; (l'Index) *an INDEKS* m.(-où) ; mis à l'index (fig.) *laket en ruz* (& *war ar c'haier ruz*), & *lakaet kri ar vro war (ub / an hu...)*

**INDEXATION** (Mat.<JM) *indeksadur* m.-ioù = *un indeksas<sup>s</sup>ion deus ar prisoù (P.Vreizh)* & n.vb.

**INDEXÉ** (pp / vb - indexé sur) *DIOUZH* : *an dispign a vez diouzh ar c'honidegezh* (Ph)

**INDEXER** (19°-20°) *INDEKSiñ*, (indexer un document) *ROLLañ* (& *kenstagañ* intégrer)

**INDIANISME** (19° / India) = *indianism* m.-où

**INDIANISTE** (19° / Indez) *indianist* m.-ed f.1

**INDIC** (abrév. – cf. NF Flatrès f.) *FLAT(R)* m.-ed f.1

**INDICAN** (19° Chim.<lat. = indigo) = *indikan* m.-où

**INDICATEUR,-TRICE** (15° < lat.-ator – gall *mynegydd* : *meneger* – personne / mouchard) *FLATOUS* m.-ed f.1 : *flatous n'ay biken d' ar baradous* (adage E / NF Flatrès f.1 & *flat<sup>r</sup>, flatoul* cafard, *flater* délateur, *disklêrier* dénonciateur, *titourer* informateur / "indiqueur" *Son ar binioù Ph<Goadeg un eñdiker, un ibil berr, un ibil-beuz ba'n i c'henoù*) & (Mat.<JM & GR *diskulier*) *diskweler* m.-ien f.1 ; (objets divers - appr') *MERKER* & *merkouer* / *MERCHER* (var. Prl / W *MERKOUR*), *meneger* m.-ion (f.1) ; (guide horaire) *LEVR / LEOR<sup>o</sup>* m.-ioù : *Levr an Hent-houarn* ; panneaux indicateurs (ad.) *panneloù-arhentiñ*

**INDICATIF,-VE** (14° < lat. – Gram.) *diskleir* & l'indicatif *an (doare) disklêriañ* ; à titre indicatif *kement ha disklêriañ*, & (trad. Ph) *indiker* m.-ion

**INDICATION** (14° < lat. – gall *arwydd, myneg* - renseignement / itinéraire) *DISAOUZAN* m.-où : elle lui fournit l'indication *an disaouzan en doa bet diganti* (K / *arouez* signe, *meneg* mention) ; (Mat.<JM) *diskweladenn* f.-où ; (& marque, amers - Mar. - T<JG *merkou*) *MERK / MERCH* (W) m.-où & n.vb. ; sauf indication contraire '*met-ha 've merket ar c'hontrel*

**INDICATRICE** (f.-atrix lat.) > **INDICATEUR**

**INDICE** (15° < lat. / index ; GR *arvezinty-ou, mercq, sin*) *AROUEZENTI* f.-où (T<JG *arwez-* & Ph *arouez* mal & symptôme : *arouez al laezh & arouezenn* grain de beauté), (trace / sens & *dister*) *STER* m.-ioù : chercher un indice *klask ur ster bennak* (& var. W *kla'h a(n)zaù àr-lerc'h e jao, & un anad bennaket* / Ph *diluz* clé fig., *sklêrijenn, titenn & titour*), (Mat.<JM) = *indis<sup>s</sup>* m.-où

**INDICIAIRE** (16° - ad. / v-br *aroed-*) -*AROUEZ* / *arouezel*

**INDICIBLE,-MENT** (15° < *decibilis* lat. - médiéval ; GR *ne ouffet qet e lavaret & dilavarapl*) *dilavaradoe* (néol. JP Calloc'h / gall. & *dreist-lavar* ineffable), & (*ha*) *n'oufed e lavaret / impos<sup>s</sup>upl da la(va)ret* ; une honte indicible (usu') *ul LASTEZ MEZH (deut warno)*, cela reste indicible chez lui (Wu<Drean) *hennezh a zebr e santimant*

**INDICIEL,-LE** (20°) = *indis<sup>s</sup>iel*

**INDICTION** (12° < *indictio* bas lat. / annonce ; GR *an açzinacion – eus ur sened* – n.vb. : *an deiziadiñ (sinodoù...)*

**INDIEN,-NE** (13° < lat. / India & C. *indaff*, GR *Indesad,-idy, Indesis* & étoffe - indienne - *indyan*) *INDIAN* ad. & m.-ed f.1 : *me n'on ket un Indian 'velkent ha 'velkent !* (Ph 1970s je ne suis pas un Indien tout de même - excl. d'indignation Spt / Parc d'Armorique - réserve), (des Indes) *INDES / INDEZ<sup>\*o</sup>* (poule) d'Inde > dinde *yar Indes<sup>e</sup> & Indezad* m. *Indeziz<sup>\*o</sup>* f.1 ; (toiles) indiennes *indianenned an Naoned* (& *lini indian*) & à la file indienne *lerc'h-oc'h-lerc'h / lerc'h-ouz-lerc'h* (& *lerc'h ha lerc'h / an eil war-lerc'h egile / he-ben...)*

**INDIFFÉREMENT** (14° < ad.) (*KEN*)*KOULZ* / *KERKOULZ ALL* (KL), *KERKLOUS* (W) : *g'an dorn kleiz pe an dorn dehoù (ken)koulz all*

**INDIFFÉRENCE** (15° < di & ferre - porter lat. / *e ken kas* ; GR *digasder & cas e-bed*) *DIGASTER* m.-ioù (& *digasted, digasijenn* KW / Ph ad. & n.) *DIFORZH* m. (& ad.) ; faire montre d'indifférence ('nes) *OBER MAN* (& *pikol man*) / *VAN* (& *kalz a van*)

**INDIFFÉRENCIATION** (lat. *differens* - ar) *PEUSHANÑVAL* m.-où

**INDIFFÉRENCIÉ,-E** (19°) *PEUSHANÑVAL* (Ph *peusheñvel / droukheñvel & da laret hañval*)

**INDIFFÉRENT,-E** (14° < di & ferre lat. - ne re ket kas / van ; GR digas, divanyell, disourcy) *DIGAS* ad. : *chom digas* (KW) = *DIFORZH* : ils sont indifférents à la politique *diforzh int ouzh ar politik, tud diforzh* (Pll & *diseblant(-kaer)* insensible-ment), (appr<sup>t</sup> T<JG-Ph) *YEN* (an eil diouzh egile / he-ben) ; (chose, idée) *INGAL* : *ingal zo ! & ingal a-walc'h eo din* (cf. *dister* insignifiant)

**INDIFFÉRENTISME** (18° - appr<sup>t</sup> - an) *INGAL-DOUE*

**INDIFFÉRER** (19° / vb ferre lat.) *INGAL-DOUE* (eo din) /*ingal'du:/ & din-me 'oa ingal-tre & cela m'indiffère ne ran van*

**INDIGÉNAT** (19° - appr<sup>t</sup>) *broidi* pl. : *ar vroidi*

**INDIGENCE** (13° < lat. ; 17° *tauanteg<sup>ez</sup>*, GR *dieznez*) *tavantegezh f.-ioù* (& Ph *dienes<sup>e</sup> / dianné* Prl, *diou(v)er, esewed* W) : vivre dans l'indigence *frita mizer ha (/ g') paourentez* (T<JG-Ph)

**INDIGÈNE** (18° < lat. indi/-genos - ie ; gaul.-celt. Accus. andognam & enigeni, v-irl *ingen* Gén *iníon* jeune femme PYL, LF v-br *coguenou* : *kevouenn / ناس البلاد nâs əl-blâd = tud ar vro*) *brôad m.-idi* (& *brois<sup>e</sup>* pl. - nationaux) : (Mex. - *Lenguas y culturas indigenas*) *Yezhoù ha kulturioù broidi*

**INDIGÉNISME** (20° Can. < esp.) = *indijenism m.-où* & (v-br *coguenou*) *kevouenn f.-où*.

**INDIGENT,-E** (13° < indu & egere lat. ; 17° *tauantec*, GR & *yzommecq*) *tavanteg m.-ien f.1 /-ek\** (ad.), (*lakaet*) *WAR AR BARA* (T<JG *m-goz - tud hag a ra an dro / bara, bleuta, eta, kika, traoua*), (pl.) *PEORIEN* : *kan ar beorien* (trad. / Prl *p'orien / pevien* T & les pauvres *ar re baour*)

**INDIGESTE** (16° < digesta vb di\gerere - cidre) *STAMBO(U)C'H* (Ph / *distambo(u)c'h* - T<JG *bouc'h*), (galettes sèches Pll<MC) *TEUC'H* : *krampouezh teuc'h*, vb être indigeste *TEUC'Hal,-iñ* ; (dur à digérer pour l'estomac) *STOMOGUZ<sup>o</sup>* (Li<YR / *stomokus, sammus* pesant) & j'ai trouvé indigeste, ça ne passe pas (Wu<Drean = Ph-KLT) *n'en deus ket graet vad din anehoñ !*

**INDIGESTIBLE** (14°) *STAMBO(U)C'HUS* (Ph) : *boued stambouc'hus / STOMOKUS\**

**INDIGESTION** (13° < bas lat. / vb ; GR *calon losq* – Pll<PM > *kar' losk* brûlures d'estomac / Ph) *STAMBO(U)C'H m.-où*, (excès) *RE-GORFAD* : *klañv gant ur re-gorvad* (T<JG / *kalon-dev, karlonlosk & kar' losk / dour losk*) ; donner l'indigestion *APOTUMiñ* (W<Heneu-GB)

**INDIGÈTE** (lat. indiges,-getis < ges & \*genere ; v-br *tiol* < ti) : *doueoù ti(ol)*

**INDIGNATION** (12° < lat.-io ; C. *Buaneg<sup>ez</sup>* / ire, courroux & 18° *fachoni* / GR *droucqc'hraçz, faë* – irl *bruith /brih/ & broud(-)BROUEZ* (RUZ) m. & coll.-enn-où

**INDIGNE,-MENT** (12° < lat. in\dignus ; GR *indin ha didalvez, eme hon Salver, s<sup>t</sup> Mathieu*) *INDIN* : *an dud zo arru indin* (T<JG / *indign - usu<sup>t</sup> - TK<MxM & L 1900 daouarn indign anezo*), (& cruel) *DINATUR* : *mamm dinatur (& den dinatur* KW<PYK / *dizellid & mezhus honteux*)

**INDIGNÉ,-E** (14° pp) *BROUEZET* (RUZ) / *FULORET-RU'*

**INDIGNER** (14° ; GR *fachi* - & s'indigner) *INDINañ,-iañ* (TK<MxM & contrarier), (parf.) *BROUEZiñ* RUZ (& *buanekaad, brizhañ, taeriñ* s'emporter), (Prl) *PEUKein* (& Ph *feukañ / peukal*)

**INDIGNITÉ** (15° < lat.-itas / dignus ; m-br 16° *Santes Nonn* (*coezet*) *e cals lastez*, GR *traou indin & indin-* / gaul.-celt. brigo > brio *bri*) *INDIN m.-ioù*, indignité nationale (1945) *an divri vroadel* (cf. *Ku rivinet ar vro - gant hennezh - J.F.*), (*hennezh eo*) *MEZH AR VRO* (& *dizellid, vilenaj*)

« **INDIN** » (arg.beur : lui c'est) *SED AZE...*

**INDIGO** (18° < esp. & lat.) *glas-Indes<sup>e</sup>* (& *glasdu / dulas* gall. & Douglas < *dubh & glas / dour*)

**INDIGOTIER** (18°) *plant glas-Indes<sup>e</sup>* coll.-enn-où

**INDIQUÉ,-E** (pp - médicament) *MAT-KAER, MAD* (*ouzh ar boan* – T<JG-Ph)

**INDIQUER** (16° < lat. - in & diç / montrer - Littré ; GR *disquëz* (*aznad*) – marquer l'heure) *MERKañ,-iñ / MERCHIñ* (W) : *merkañ an eur koulous hag ar munutoù* (trad. T & *menegiñ* = gall.), (Mat.<JM) *DISKWEL* (var. T / *gwel* - gaul.-celt. Ueled-a & irl *file, DISKOUEZ - ANAT\** - dit...) ; (indiquer à q<sup>un</sup>) *REIÑ DA ANAVOUT* (bases RO-, RA-) : ils lui ont indiqué leur âge *roet o deus o oad da anaout\* dezhi*, (par écrit) *DOUGen* : indiqué au dos de la lettre *douget war gein al lizher*, (maladie - (se) signaler - par un gonflement) *AROUEZañ,-iñ* : *arouezet he chot* (Ph) ; indiquer le chemin (à q<sup>un</sup>) *DISAOUZANañ,-iñ* (*ub*), & *arhentiñ* (*ub*)

**INDIQUEUR** (cf. Internet / *un eñdiker, un ibil berr, un ibil-beuz ba'n i c'henoù*" - *Son ar binioù*)

**INDIRECT,-E,-MENT** (14° < lat. - ie ; GR / *eun & fobyès, a voall hend & a dreuz*) *ameeun / dieeun* & (Mat.<JM) *aneeun* : *isometriezh aneeun*, (gaul.-celt. cambo) *KAMM(-DIGAMM)* : voie indirecte *hent kamm(-digamm / -jilgamm, & kammdro)*, (parf.) *TRO-DISTRO* : *doareoù tro-distro*

**INDISCERNABLE** (16° / dis\cerner & cernare lat. / circinus & *kerc'hen*<sup>n</sup> - gall *anweledig*) *diheverz* / (*ha*) *n'haller ket spurmanto*

**INDISCIPLINABLE** (GR *dig*<sup>n</sup>*empenn* – *appr*<sup>t</sup>) *amsentus* (& Prl *disentus*)

**INDISCIPLINE** (16°) *amsentidigezh* f.-ioù (Prl *disentidigezh* f.-ioù), (usu. Ph & W) *DIRAÑJ* (m.)

**INDISCIPLINÉ,-E** (14° ad. / discipline < vb *discere* lat.) *AMSENT*, *DIRAÑJ*, *DIREZON* : un enfant indiscipliné *ur bugel dirañj* (W & Ph / *disent* & *disuj*)

**INDISCRET,-ÈTE,-MENT** (14° < lat. / vb *dis\cernere* ; GR *diavis* & *dievez*) *RANELL* ad. f.-ed (& sens m.) : *henezh zo ranell ! & ar ranell gozh-mañ*, (ad.) *RANELL* /-EK\* ; personne indiscreète *RANELLER* m.-ien f.1 (L<MM), (particulièrement bavard T<JG NF Béguec) *BEGEG* m.-ien f.1 & ad. (-ek\*) : *ur gwall vegegez\** (& Ph *beg bras*, *genoù bras*, - *Mari* - *beg a-raok*), (taquin Pll < langue – grasse) *LARDIGENN* f.-où : *te zo ul lardigenn !* ; (crible - métonymie) *KROUER* m.-ioù, (sas troué) *RIDELL TOULL* m.-où : *ridell toull !*, écouteur *SELAOUER* m.-ion f.1 : *ur selaouerez evel-se* (T) ; loins des regards indiscrets *pell diouzh selloù an dud / diskouarnioù (an dud / pell diouzh safar ar bed trad. L)*

**INDISCRÉTION** (13° ; GR *diavisded*) *RANELLEREZH* m.-ioù : *ehanit gant ho ranellerezh* ; (une) *DIVEGAMANT* m.-où,-chou : à cause d'une indiscretion *abalamour d'un divegamant* (KW) ; victime d'indiscretions (*ema-hi*) *e beg an dud* (Prl)

**INDISCRIMINÉ,-E** (répression indiscriminée – frangl. Fr.Cult / ETA) *KEJ-MEJ* (ad. & m.)

**INDISPUTABLE,-MENT** (19°) *direndael*, (adv. > *incise*) *SE ZO SKLAER* (T<JG / *es claro, no* ?)

**INDISPUTÉ,-E** (18° / *kabal* & *cabbale* - hebr.) *DIGABAL*, & (*ha*) *n'oufed diskutal / disputañ*

**INDISPENSABLE,-MENT** (16° < lat. / *penser* ; GR *disispançz*, *hep dispançz er-bed*) *DEPEGN* (*eo* / L litote Lu - antiphrase) *DISTER* : *dister e ve(z)o* (Lu<F3 2007 / Sarko), *NES<sup>S</sup>ES<sup>S</sup>ER* : *ne oa ket nessesser<sup>e</sup>* (Ph / *red* & *daw*), *RANKET* (*da ober* Ph / Prl *reket*) & (*ha*) *n'haller ket diouveriñ*

**INDISPONIBILITÉ** (18° - déverbal / *dispo...*) *C'HWIT* m.-où : *c'hwit ud*, & *c'hwitañs* f.-où ; (financières) *DIFRES* m.-ioù & *difrejoù*

**INDISPONIBLE** (18° - Ki & arg.) *C'HWIT* : *hirio eo 'hwit*

**INDISPOSÉ,-E** (15°) *DIHET* : *henoazh on dihet, paotr paour !* (Pll / Prl & E bêtes seul' *saout dihet*), *FALL-HA-FALL* (Prl), (*appr.*) *LAKET DIAES*

**INDISPOSER** (16° / *ponere*) *LAKAat DIAES* / *LAKat DIHET* : *petra 'neus laket 'hanoc'h dihet, MALAMANTiñ*, (*appr*<sup>t</sup> Ph & *compresser*) *GWAEGAñ (ub)*, (fig.) *LAK' (WAR E DU) ENEP* (& *areneb*) : *te an heni en deus laket aneñañ war e du eneb<sup>e</sup> !*

**INDISPOSITION** (15°) *DIHET* m.-où : *un tamm dihet, MALAMANT* m.-où

**INDISSOCIABLE,-MENT** (19°) *KAR-HA-PAR*, & (*ha*) *n'haller ket digevredañ (& dispartiañ)*

**INDISSOLUBILITÉ** (17° - du mariage : *dimezet*) *kuit dizimeziñ / dizispennadur* (l'A 18° W<Ern.)

**INDISSOLUBLE,-MENT** (15° < so\luere lat. ; GR *dizispennapl* & *ne aller qet da disolvi, dispenn*) = (*ha*) *n'oufed dispenn, dis<sup>s</sup>olviñ*

**INDISTINCT,-E,-MENT** (15° < *di-stinguere* lat. - *in\stigare*, *stig-* & *stimulus* gr Στίγμα point vb στίξεν piquer- ie anc.h<sup>t</sup> all *stechan*, goth. *stikan* / *stick* angl., *tij* sanskr. ; GR *disistincq*) *DIFRAEZH*, *YODENNEK\** / *YODOG*<sup>o</sup> (L<MM *kaozeal yodog / disklaer, dispis / dispes, displann*), & (adv. : l'un ou l'autre) *koulz an eil hag egile / implijañ a ra anehe<sup>e</sup> koulz an eil re hag ar re all*

**INDIVIDU** (13° < lat. / *individuus* / vb *dividere* ; v-br-gall *hen-*, m-br *heny* & *hen* : *hen-ha-ken, henhont, henezh, henmañ* – ALBB n° 322-5 - Ku / LT / W) *HENI* / *HINI* & *HANI* / *huni* (Kap) m. (f.) : *un heni* (W & cf. Prl *un un'*), celui (l'individu) que je t'avais désigné *an heni 'm boa diskouezet dit* (Ph) & *heni pe heni*, (certains, quelques individus) *HENIENNOÙ* (pl. > *hinienn*) : individus jeunes *hiniennoù yaouank*, & (Mat.<JM, Sc.) un individu *un (hinienn) bennaket / hin pe hini* ; (individualité, personnage – irl *duine aonair /din'ə inər' / den e-hun*) *PENN-DEN* m.-où-*tud* (& animaux : *penn-deñved, penn-kezeg & loen-kezeg, penn-saout* & NF, *penn-yer / yer-ezed*) ; (quelconque, quidam) *PE DEN / PE ZEN* : *ur pe zen* (Helias) ; (péjor.) *PEZH* m.-ioù : *ur pezh fall, pezh fall ! & ur pezh ifrontet / ar pezh sirius-se*

**INDIVIDUALISATION** (19° n.vb. : *an*) *HENIAL*

**INDIVIDUALISÉ,-E** (& adv. gall *bob yn un*) *HENI-HA-HENI* / *HINI-HAG-HINI* (& un par un *unan-hag-unan*), (parf. – chambres etc.) *PEB A* (*gambri, peb a he ni & peb a unan / peb-unan...*)

**INDIVIDUALISER** (18° & s'individ.) *HENIal* (Prl-W & traiter de truc, le faire) = *individualizo*

**INDIVIDUALISME** (19° / individu) = *individualism* m.-où, & (*boud*) *Yann e benn e-(h)unan*

**INDIVIDUALISTE** (19° & irl *duine aonair* /din'ə inər/ *den en e-unan*) = *individualist* m.-ed f.1 : *an dud zo individualist* (Nicole Le Garreg / Plogoff<F3), (métonymie) *YANN "e benn e-hunan"*, & *tud en o unan* (W<Drean) / (dér.) *hiniennelour* m.-ion f.1

**INDIVIDUALITÉ** (18° - abstr.) *PE ZEN (DEN)* : *ar pe zen zo e pep heni ahanomp* ; (un individu) *PENN-DEN* m.-où-tud : *ur penn-den a oa anezhañ* (Ph *orin a zen / orin den* Pll, & *ur penefi*)

**INDIVIDUATION** (18°) *an HENI-PE-HENI* (m.-ennoù)

**INDIVIDUEL,-LE,-MENT** (15°) *HENI-PE-HENI* : une affaire individuelle *afer heni-pe-heni*, (adv. Ph / ad.) *A-HENIENNOÛ* : *respont a-heniennou / respont hieniennou* (réponse individuelles), *a-hieniennou int jentil* (ils sont sympas individuellement & بالفرد *bəl-fərd dre unanou, a-unanigou*) ; jeu de boule bretonne (bretonnisme 'pen-eus-pen' TK un "pen-eus-pen" & Sport divers) en individuel(s - *c'hoari bouloù*) *PENN-EUS-PENN*

**INDIVIS,-E,-ÉMENT** (16° < lat. & vb *dividere / di\videre* ? uideo & ides / gaul.-celt. randa & NL *equoranda limite territoriale / bétail* ; GR *dirann* : *an doüarou so boutin ha dirann*) *DIRANN* (T<JG / vb *diranna° madou*), (& en commun - NL *Boutinou, Parc / Prat boutin*) *BOUTIN / E BOUTIN* : *boutin oa ar vag etrezo* (L & Pll<PM *laket boutin & e boutin laket*)

**INDIVISAIRE** (Dr & divers) *DIRANNER* m.-ion f.1

**INDIVISIBILITÉ** (14° - n.vb. : *an*) *DIRANNIÑ*

**INDIVISIBLE** (14° < vb *dividere* ; GR *dirannapl, dirannus*) *unan ha dirannapl\** & (1790s) *Republiq franç, unan hac Indivisibl*

**INDIVISION** (15° - déverbal) *DIRANN* m.-où, & (mis) en indivision (*laket*) *BOUTIN* (Ph & fam<sup>t</sup> "boutin laket" à la colle), (*mont*) *WAR HANTER* (T<JG & *war zaouhanter / NF Daouloudec*)

**IN-DIX-HUIT** (Imprim.) = *in-18*

**INDO-** (lat. *Indus*) = *indo* : indo-aryen *indo-arian*

**INDO-ARABE** (Mat.<JM / هندي) = *indo-arabeg*

**INDOCHINE** (NL) = *Indo-Chin pe Cochinchin* (F&B 19°<CCh) : *ma gwaz zo aet d'an Indochin* (Sten Kidna / 'Indez-Sina')

**INDOCHINOIS,-E** (cf. هنديسيني *hindi-sini*) *Indochinad* m. (pl.) -iz\*

**INDOCILE** (14° < lat. < vb *docere* ; GR *ur c'hrouadur dissent, ur spered amgestr*) *DISENT* : *paotred dissent* (& *amsent* indiscipliné / *amjestr*; & *disuj* insoumis), (appr<sup>t</sup>) *GWALL* : *ur gwall grennardenn* (T<JG & Ph)

**INDOCILITÉ** (16°) *DISENTEREZH* m.-ioù (& *disentiñ* désobéir)

**INDOCTE** (GR *dic'houzvez / gouzvez-* & *gou'ē'et*) =

**INDO-EUROPÉEN,-NE** (19° & هندياوري *hindieurobi*) = *indo-european* ad. m.-ed f.1 & (langue) *indo-europeaneg*

**INDOLENCE** (16° < vb *dolere* lat. ; GR *langour, lenteg<sup>u</sup>ez*) *LIZOUREGEZH* f.-ioù (var. Ph & surn. Pll<PM *Lerm al Langour / dargud, lentegezh, luguderezh*)

**INDOLENT,-E,-EMMENT** (16° vb *dolere* ; GR *lent, langourus*) *LIZOUREG* /-EK\* : son père était tout aussi indolent lui-même *ken lizoureg all 'oa he zad 'hat* (var. Ph), (T-Go-Ph fig.) *LUDU* : *na te zo(u) ludu ! & ul luduenn* (& T<JG *maoutennoù* – & Ph *abaf éteint, euver veule, lent timoré, lo(v)r* apathique, *lugud* molasse & *labaskenn, leubeurc'henn, lustrugenn, marvasenn, travelgen*)

**INDOLORE** (19° < *dolor* lat.) *DIBOAN* : *ur c'hleñved diboan* (Ph / Prl *diboen & dizrouk*)

**INDOMPTABLE** (15° / *domus* ; GR *ur marc'h amgestr, culadus, pobl disoñvapl*) *AMJESTR*

**INDOMPTÉ,-E** (16° / *domare* - ie Littré ; GR *disoñv, gouëz*) *DIZOÑV* (ad. / pp) *DIZOÑVET*

**INDONÉSIE** (NL - néol. < *Indos* & *nesos* gr île) *Indonezia / an Indonesi<sup>e</sup>*

**INDONÉSIEN,-NE** (19°) *Indonezian* m.-ed f.1

**IN-DOUZE** (16° < lat. ; GR *levricq daouzecq plecg*) = *in-daouzeg* m.-où

**INDRI** (19° < malgache / singe) = *indri* m.-ed

« **INDROU** » (arg. Wi bretonnisme = "de retour" encore < W « *in-drou* ») > *EN-DRO*

**INDU,-E** (14° / dû ; GR *ar pezh ne deo qet dleat*) = (*pezh*) *ned eo ket dle / dele* & à une heure indue (GR *donet*) *digours*, & *gwall ziwezhat\**

**INDUBITABLE,-MENT** (16° vb dubitare ; v-br *inno* < *gno* : *en-naou* LF & GR *hep mar e-bed*) *HEB-MAR, DIVARTEZE\**, *DOUETUS(-BRAS ! – Li<YR)* ; (excl. Big<YG / *feteiz*) *FITEI !*

**INDUCTANCE** (19° < angl. / *self-inductance*) = *induktañs* f.-où

**INDUCTEUR,-TRICE** (19° - Sc. / Psy.) *induzer* / *DERENER, SOLITER,-OUR* m.-(er)ion f.1

**INDUCTIF,-VE** (17° vb inducere lat.) *DEREN* / *SOLIT* : *doareoù solit* ; (Mat.<JM) = *induktiv(el)*

**INDUCTION** (14° < lat. ; C. *Enduction* / *diren* : *deren* ; GR *solitamant*) *solitamant* m.-où,-choù ; (Mat.<JM) = *induksion* f.-où, n.vb. (*un*) *DEREN*, & (n.vb *an*) *induziñ* / *induzadur* m.-ioù

**INDUIRE** (13° < in\ducere lat. ; C. / *diren* ; GR Ki-W *solita*) *DEREN* (*an eil tra eus egile*), *SOLITañ,-iñ* : induit à mal agir *derenet* / *solitet da wall ober* & induire en erreur *reiñ fall solit* (*da ub & roet hoal*) ; (Mat.<JM) *INDUZIñ\** (& *dezastum, disechel*)

**INDUIT,-E** (19° pp induire) *INDUZET\** / *DERENET, SOLITET*

**INDULGENCE** (12° < in\dulgere lat. : bonté & m-br *Santes Nonn* 16° v 596 *cals bontez* ; GR *madelez, indulgeañz-ou & pardon-you* ; gaul.-celt. trougo-caria / *truez & car* & v-br-gall, irl.) *TRUGAREZ* f.-où : *re a drugarez ouzh o bugale* (Ph & *damant*), faire montre d'indulgence *diskouez trugarez(iñ)*, profiter de l'indulgence (Arv.W & Ern.<W *bouneahein*) ; (relig.) *INDULJAÑS* f.-où

**INDULGENCIER** (anc<sup>1</sup>) *induljañsiñ*

**INDULGENT,-E,-EMMENT** (16° / vb ; gaul.-celt. (Bello)uaci & tougo- > tru\and ; GR *mad & habasq, damantus*) *TRUGAREZUS* : j'ai de tout temps été indulgent envers elles (filles-mères) *evid-ar-wech on bet trugarezus ouzh ur plac'h manket* (Pll<GC), *PARDONUS* (& *damantus* complaisant)

**INDULINE** (19° Chim. < angl.) = *indulin* m.-où

**INDULT** (15° lat. eccl. : privilège; GR *eñdult-ou*) =

**INDULTAIRE** (GR *eñdulter* m.-yen) =

**INDUMENT** (14° < indu / dû) *pa n'eo ket dle* (*ober & dele gober*)

**INDURATION** (14° Med. : n.vb. : *ar c'h*) *KALETAAD*

**INDURER** (19° Med.) *KALETAat\**

**INDUSTRIALISATION** (n.vb.) *an industrializiñ*

**INDUSTRIALISER** (19°) = *broioù industrializet*

**INDUSTRIE** (14° < lat. & *industrius* < indo\struere & con\struire, structure / gaul.-celt. *uercaria* > *verchère & Uorgion* / v-br *coarcholion, koarc'h* ; C. *inging* *engin ober*, GR *i(ñ)gin*, vivre d'industrie *dioud e labour, e vecher*) *INDUSTRI(EZH)* f.-où : *industrioù nevez, & industrierezh* m.-ioù / (ingénierie < engineering) *ijinerezh, "greanterezh"* m.-ioù ; (de q<sup>um</sup>) *INTRUDU* m.(-où) : *dre o intrudu* (& *ijin* génie, *oberiantis<sup>e</sup>*) ; chevalier d'industrie (GR & Ph) *FILOUTER* m.-ien (f.1)

**INDUSTRIEL,-LE** (18° < lat.) = *INDUSTRIEL* : *an Dispac'h industriel & "greantel"* : Z.I. *Takad greantel* (panneaux TK / *Barr-heol* > *Tachenn uzinoù*), (parf.) *UZIN\** : travail *labour uzin*, lait (fabriqué industriellement) *laezh uzin* ; en quantité industrielle *diouzh an druilh* ; un industriel & *mestr uzin* / *ijinerezh* m.-où, *mistri* ; (adv.) *dre ijinerezh, g'an industrie(erezh)*, (*danvez*) *uzinoù*

**INDUSTRIEUX,-SE** (15° - lat. / 7° Lanrivoaré L *Gallmau, C. mau* 'agile, induftre' – gaul.-celt. magus : enfant esclave > ma(h)ous,-se -dial. Ouest / gall *meudwy* : Goasdoue, irl *mogh* / *mau* / *bondsman, slave* & GR *i(ñ)ginus* & ingénieux) *ijinus* : *tud ijinus, (den) INTRUDU* (Go *dizintrudu* sans initiative & peu introduit), (& enjoué - NF Maubian, Mauglas, Mauguen & Mocaër, Maudu & Kervodu Pll / Cormao, Cosmao, Le Mao, Mavic...) *MAO*

**INÉBRANLABLE,-MENT** (17° / brandir germ. ; GR *dig<sup>u</sup>eflusq*) *DIVRALL* : *chom divrall* (Ph & Prl *plom / sonn en e sav, en e gredenn*) & (adv.) *divrall-kaer*

**INÉCHANGEABLE** 5(gaul.-celt. 5° *cambiare* vb gl re pro re dare - *marc'hadourezh*) *DIDROK*

**INÉCOUTABLE** (19° - *ha*) *n'oufed selaou*, (T<JG / trop uniforme) *REN-HA-REN*

**INÉCOUTÉ,-E** (18° < aus\cultare & ausi- celt. - *ha*) *ne vez ket selaouet* / *di- & selaou* (n.vb)

**INÉDIT,-E** (18° < e\dicere lat.) *DIEMBANN*, (fig.) *FLAMM-FLIMMIN* adj. (& m. / *traoù*...)

**INÉDUCABLE** (20° < dux, ducis - ie - *ha*) *n'haller skoliañ* / *DISKOL* (non éduqué)

**INEFFABLE,-MENT** (15° < lat fari : parler ; GR *dilavarus*) *dreist-lavar* ; (fam. Prl) *KABIDAN !*

**INEFFAÇABLE,-MENT** (16° / facies ; GR *ne aller qet da difaçza* / *effaci* = *ha*) *n'haller ket difas<sup>iñ</sup>, diverkañ*, (souvenir) *BEV-BUHEZEK\** (& *beo-beu'g*)

**INEFFICACE,-MENT** (17° < e\fficare lat. < ex & facere & effet ; GR *dieffed*) *DIEFED(-KAER)* : *chom a ray diefed* (& *didalvez / ober tro c'houllo, tro wenn - chou blanc*)

**INEFFICACITÉ** (17°) *DIEFED* f.-où,-jòù (& *dinerzh*)

**INÉGAL,-E,-MENT** (16° < inégal < æqualis / æquus lat. & aequo ; GR *disegal, digompes*) *DIZINGAL* (sens divers) : *dizingal eo an amzer, ar voger* (Ph) ; (surface, cour, mur...) *DISPLAEN* : *displaen eo da leur* (*da c'hoari bouloù & peusplaen, digompes irrégulier*) ; inégal (d'une année sur l'autre – cidre) *DISUIT* (*e vez e sistr T<JG-Ph*), irrégulier (de longueur) *AMGE(H)ID / -GEIT\** (Ki<GG) & (Mat.<JM) *digevatal*

**INÉGALABLE** (19° / égal) *IMPAR* : *un dra impar* (TK & Prl / *ha n'en deus ket e bar, heb-e-bar / hep-par & hemp-par, dispar / espar*)

**INÉGALÉ,-E** (19° pp / ad.) *DIEIL* (& Ph *espar, dibar*)

**INÉGALITAIRE** (19° - appr<sup>t</sup>) *digevatal*

**INÉGALITÉ** (17° < lat.-itas ; GR *disegalder,-der*) *DIZINGALDED* (f.) / *DIZINGALDER* m.-ioù (*kevredigezh / sociales*) ; (Mat.<JM) *digevatalder* m.-ioù : inégalité triangulaire *digevatalder tric'horn*

**INÉLÉGANCE** (16° < elegantia lat. - vb e\ligere) *DIC'HRAS<sup>s</sup>* f.-où

**INÉLÉGANT,-E,-EMMENT** (16° < elegans & eligans lat.) *DIC'HRAS<sup>s</sup>* : *dilhad dic'hras<sup>s</sup>* (& *dic'hras<sup>s</sup>ius, digempenn / diskempenn, fichet-fall /-kaer élégant*)

**INÉLIGIBILITÉ** (appr. / vb élire) *difenn-dilenn* m.-où

**INÉLIGIBLE** (18° ad. < vb eligere / legere - lire - *ha*) *n'oufed dilenn, (ha) n'eo ket dilennidig / n'ema ket da vout dilennet* (& frangl. Europe – gall *anaddas*) : 'MAEZ 'JEU

**INÉLUCTABILITÉ** (lat. / v-br-gall *ret, corn res*) *RED* m. : *ouzh ar red n'eus ket remed* (Ph)

**INÉLUCTABLE,-MENT** (18° < lat. / luctor & lutte – v-br) *RET-HA-RET, & ken ret ha mervel* (cf. T<JG & Prl *traoù hag a vez dele't / maro diremed*)

**INÉMOTIVITÉ** (20° Psy. < movere lat.) *DISTRAFUILH* m.-où

**INEMPLOI** (chômage / im\plicare - ie) *DI(Z)IMPLI(J)* m.-où

**INEMPLOYABLE** (20°) *DI(Z)IMPLI(J)* & (*ha*) *n'oufed implij*

**INEMPLOYÉ** (18° pp / vb implicare lat.) *DI(Z)IMPLIJET*

**INÉNARRABLE** (15° < vb narrare lat.< (g)nari\gare – n.) *FARSITE* f.-où : *ur farsite eo an dra-se !* (Pll & *ur fent din...*), (*ha*) *n'haller dezrevell (& ezrevell C. = narraff)*

**INENTAMÉ,-E** (19° ? *tam-* celt. ou gr ; ad. / pp) *DIVOULC'H /-ET*

**INENVISAGEABLE** (appr<sup>t</sup> / vis... lat.) *DIZENTENT*

**INÉPROUVÉ** (19° < proba - lat. ad./pp) *DIZAMPROU /-ET*

**INEPTE** (15° < lat. / aptus – v-br *moet* LF) *AMOED* : *tud amoet\** (W & Prl *amiot sot, didu*), (méton. Ph) *PANENN* : *hemañ zo panenn* ; (anc<sup>t</sup> – Montaigne / voix) *DIVALA<sup>v</sup>*

**INEPTIES** (16°) *AMOEDAJ* m.-où /-achoù & *amoedigezh* f.-ioù (Prl *amiotaj*), *LOTAJ* m.-où & *lotachoù !* (YG & Ku-W)

**INÉPUISABLE,-MENT** (15° < vb & puiser < puits - puteus lat. ; GR *dihesq / dihesp & madou hep fin*) *DIHESK / DIHESP* (Prl) & (hum<sup>t</sup> – trad. T<JG) *diwar vadoù sant Erwan & les ressources de la terre ne sont pas inépuisables* (adage T<JG) *bern n'eo ket mammenn*

**INÉPUISE,-E** (18° < vb in- & puits - *ha*) *n'eo ket divi(g)et, (personne) FRESK-BEO°*

**INÉQUATION** (19° < vb æquare lat. : égaliser - Mat<JM) *digevatalenn* f.-où

**INÉQUITABLE** (16° < æquus lat. & (ex) aequo / *reizh-mat*) *DIREIZH-MAT*

**INERTE** (16° < in & art,-is - art lat.) *BAN* (ad. / *gwan* – FK & gall), (sans mouv<sup>t</sup>) *DIFLACH* : *chom diflach* (Ph<MA / *na ne fiñv na ne flach !*), (sans force) *DINERZH* : *bleud dinerzh* (Pll<PM), (membre) *MARO°* (*ouzin* – T<JG-Ph & *fiñv ebed enno*), (& coi) *MIK* : *mig° eo ar mor*

**INERTIE** (14° - mécanique) *DIFLACH* m.-où, (apathie en g<sup>al</sup>) *DINERZH* m.(-où), (Mat.<JM) = *inertiezh* f.-où

**INERTIEL,-LE** (Philo.) = *inertiel*

**INESCOMPTABLE** (19° - *ha*) *n'haller diskontiñ*

**INESPÉRÉ,-E** (15° < vb sperare lat. ; GR *pez na esperet qet*) *DIESPERET, DIC'HED* : *un dra dic'hed, & (ha) ne oad ket war-c'hed eus se (& en esper deus outañ)*



**INESTHÉTIQUE** (19° < gr αισθάνεσθαι sentir ; GR *dic'hen(ed)* difforme) *dic'hen* / *DIGENED*

**INESTIMABLE** (14° < aes lat. /-tim- / legi\tim-us ; GR *ar pez na ouffed da istimout avoalc'h*)  
*HEP-PRIZ* : bijoux *bizeier hep-priz* & (Prl) '*maez a briz, mil prisius*

**INÉTENDU,-E** (18° < étendre - ie \*ten) *DIFRANK* : *frank pe difrank, (ha) n'eo ket ec'hon / di-*

**INÉVIDENT,-E** (evidens lat. < vb videre ; GR *dishanad*) = *disanad / dizanat\* (din)*

**INÉVITABLE,-MENT** (14° < lat. / racine vit - Littre ; GR *didec'h-*) *FORSET-MAD* /'ma:d\ɛt/ (Ph & *sañset d'erruiñ, 'blijet da zegouezhañ / da c'hoarvezañ*), *RED-OLL° / RET-HA-KALET\**, *KEN RET HA TRA* & l'inévitable *ar red hag ar c'haled* : *ar red hag ar c'haled en deus graet din dihan get ma labour, rak arru 'oa unan bennak da lâret din monet d'ar gêr, arru 'oa ur gwalleur* (W<GH)

**INEXACT,-E,-MENT** (17° < ex / actus pp agere - gall *anghywir / beacht* irl exact) *DIWIR* : *komzoù diwir*, (faux / vrai & mensonger) *GWIR pe GAOU ?* (& propos *inexact lar-gaou*), *LAOSK* (*war an eur*), (*ha*) *n'eo ket rik*, & (Mat.<JM) « *anrik* »

**INEXACTITUDE** (17° - Mat.<JM) « *anrikted* » f. /-ter m.-ioù, & (*an*) *diwir (ma eo)*

**INEXAUCÉ,-E** (19° - pp / vb) *DISEVENET*

**INEXCITABILITÉ** (19° - *an*) *DIVROUD* m.-où

**INEXCITABLE** (19° / *broud* NF Broudic) *DIVROUD*

**INEXCUSABLE,-MENT** (15° < lat. / GR *diescus*, gall *diesgus*) *DIESKUS*

**INEXÉCUTABLE** (17° - *ha*) *n'oufed kas da benn (labour – appr<sup>t</sup>) DIBENN*

**INEXÉCUTÉ,-E** (pp - *ud - labour*) *DIBENNET*

**INEXÉCUTION** (17°) *DIBENNAJ* m.-où /-achoù

**INEXERCÉ,-E** (18° / *tu*) *DIDU* : *ur c'hrennard didu*

**INEXHAUSTIBLE** (angl. - gall *di-ddiwedd*) = *di-ziwez<sup>h</sup>*

**INEXIGIBILITÉ** (19° - d'une dette) *DIZLE* m.(-où)

**INEXIGIBLE** (18° < ex & agere - *ha*) *n'oufed goull groñs*

**INEXISTANT,-E** (18° < ex\istere - appr<sup>t</sup>) *NEANT* : *tud neant* (Ph), & (*ha*) *n'eus ket anez<sup>h</sup>añ*

**INEXISTENCE** (17°) *NEANT* m.-où, & (Dr) *neanterezh* m.-ioù (néol. "*amvoud*" m.-où)

**INEXORABILITÉ** (17° < ex & orare vb lat. / oraison etc.) *DIDRUGAREZ* f.(-où)

**INEXORABLE,-MENT** (16° < lat. ; C. *dibedennus* GR & *criz*) *DIDRUGAREZ* : *lezennoù didrugarez, KRIZ HA KALET* (trad.) & *kriz-meurbet, pleg ebed enno* (JCM)

**INEXPÉRIENCE** (18° < ex & periri gr *περάω* - ie) *DIC'HOUI<sup>2</sup>AJ* (& /di'hujaz\ʃ/) m.-où /-achoù

**INEXPÉRIMENTÉ,-E** (15° / uid- & uissu gaul.-celt. & ie ; GR *dientent*) *DIC'HOUIZ* > *DIHOUI(LH)* /'dihuj/ (Ph & Prl *di'oui*) : *dihoui'eo ar re yaouank-se*

**INEXPERT,-E** (15° < ex periri) *DIAMPART* (& *dizampart* inhabile, *distu* inapte & Prl *dibartabl*)

**INEXPIABLE** (16° < lat. - *stourm*) *DIZAMANT*

**INEXPLICABLE,-MENT** (15° - pl- ie ) *dizispleg*

**INEXPLIQUÉ,-E** (18° - *ud*) *DIZISPLEGET*

**INEXPLOITABLE** (19° / Ph Kergorvo) *digorvo*, & (*ha*) *n'haller korvo, mengleuziañ, tiekaat*

**INEXPLOITÉ,-E** (19°) *digorvoet*, & (*ha*) *n'eo ket labouret, mengleuziet, tiekaet...*

**INEXPLORÉ,-E** (19°) *DIVOULC'HET* (& terre *douar ha n'eo ket bet ergerzhet*)

**INEXPRESSIF,-VE** (18° < ex & premere pp pressus) *AMLAVAR*, (air, regard etc.) *PEÑVER* (& fade / Ph *goular & divlas* insipide & adv m-br *comps- diulas*)

**INEXPRIMABLE** (16° < ex & vb premere - appr<sup>t</sup>) *DILAVAR-KAER* (Calloc'h W *dilavaradoe* < gall. & Kerlavarec Go) & *en tu-hont d'ar gerioù / geriañ*

**INEXPRIMÉ,-E** (19° pp / vb) *DIGOMZ(ET)*

**INEXPUGNABLE** (14° < ex & pugnare / pugnus ; GR *ne aller get da goumeret der nerz – ha*) *n'oufed kemeret, diargad*

**INEXTENSIBILITÉ** (n.vb. ( ie \*ten / *astenn*) *DIASTENN*

**INEXTENSIBLE** (18°) *DIASTENN* & ventre pas extensible *ne'm eus ket ur c'hof stamm* (T<JG)

**IN EXTENSO** (lat. / *en e bezh, en he fezh, en o fezh & a-bezh-kaer*) *EN E HED(OÛ)*

**INEXTINGUIBLE** (15° < ex\stinguere lat. & gr *στίζειν* piquer ; GR *ne alleur get da vouga, laza, da derri – ha*) *n'oufed mougañ, la'o*

**INEXTIRPABLE** (16° < ex & stirps racine lat. / stipes - ha) *n'haller distripañ*

**IN EXTREMIS** (lat.) *WAR AN DIWEZ<sup>H</sup>AÑ*

**INEXTRICABLE,-MENT** (14° < ex\tricare lat. & tricæ embarras - var.) *ROUESTL / REUSTL / ROST<sup>R</sup>* (Ki-Ph *traou rost, n'oufed dirouestlañ*), *STROUEZHEK-KAER*

**INFAILLIBILITÉ** (16° < fallere /-ire lat.) *DIFAZI* m.-où (& n.vb.)

**INFAILLIBLE,-MENT** (16° ; GR *difazyus*) *DIFAZI(-KAER)*, (adv. – usu.) *KEN SUR HA TRA*

**INFAISABILITÉ** (20° < facere lat. / agere & adage - un) *impos<sup>s</sup>ubl-Doue*

**INFAISABLE** (17° / vb faire) *IMPOS<sup>S</sup>UBL-DOUE* (& *tri zra impos<sup>s</sup>ubl da Zoue / na pos<sup>s</sup>ubl-Doue e ve - Ki*), & (*ha*) *n'oufed ober, na c'haller ket da ober*

**INFALSIFIABLE** (19° < falsus - ha) *n'haller ket falsiñ*

**INFAMANT,-E** (16° < vb / fama ; GR *ifamus*) *IFAMUS*

**INFÂME** (14° < fama lat. ; C. *iffam*, GR *ifam*) : *ha te kereour ifam* (trad. T infâme cordonnier) ; personne infâme *DISMEGAÑS* f.-où (& cf. Cos- préf. *koz*h : Costyr, quartier Carhaix, NF Costy)

**INFAMATION** (GR) > **INFÂMIE**

**INFAMER** (GR *iffami*) *IFAMiñ*

**INFÂMIE** (14° < lat. ; GR *iffamitez* & *-erez...*) *IFAMENTEZ* f.-où (sens div.) : *pebezh ifamente' ! & ifamded* f.; (monstrueuse – L<ALBB) *VILTANÑS* f.-où (& *dismegañs* outrage, *hudurnezh* luxure), "Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?" (Don Diège - Le Cid - Corneille 17°) *ac'h Doui, pe'r gounnar, kozh kozhoni ! Ha ne'm be bevet keid-all ken gwall blanedenn fall ?*

**INFANT,-E** (15° < esp. / angl. – gall *maban / babai* irl) *MABIG* m.-où, & *mab(ig) yaouaer roue* (Spagn, Portugal), *merc'h(ig)* f.-où

**INFANTERIE** (16° < *fante* it. < infant ; GR *infantiry, soudarded var droad*) *infantiri* f.-où & (pl.) *troadeien*, (appr.) *soudarded war droad / àr dr(o)ed* (Prl)

**INFANTICIDE** (16° < bas lat. ; basq *haurgaltze* – gall *babanladd-* / Luzel 19° *lazerer he bugel lazheres<sup>e</sup> he bugel* f.1, *laz<sup>h</sup>-he-bab /-bugel* : *ur vamm laz<sup>h</sup>-he-bab*, (appr. / NP Yudas) *YUDAZENN* f.1 : *Hounez 'neus lahet hi c'hrouadur, eur yudazenn eo !* (Li<YR & Ph-T...) ; (un infanticide - acte) *lazh-krouadur* m.-où, & *al lazhoù bugale* (*er gwerzioù kozh*)

**INFANTILE** (19° < bas lat. – gall *babanaidd*, irl *babai*) *BAB* (bébé Ph & NALBB / jeune enfant) *KROUADUR* : *ur c'hleñved krouadur, ur spered bab(ig / babich & bugelig)*

**INFANTILISATION** (appr<sup>t</sup> / C. *Mibiliez* < *map*) *MIBILIACH* m.-où

**INFANTILISER** (20° - gaul.-celt. *mapat* jeune h. / magus > ma(h)ous - dial., NF Mao & v-br-gall NF *-mebin, Mabon, Kermabon*) *OBÉR BAB(IG) / MAB(IG) a, eus* (*ub*)

**INFANTILISME** (19° - C. *Mibiliez* / *map*) *mibiliezh* f.-où

**INFAR(C)TUS** (19° < lat. Rob.) = *TAOL-KALON* m.-ioù, & *moug-kalon, moug ar galon* m.-où (Ph & *taol-gwad / skoadur*)

**INFATIGABLE,-MENT** (15° < fat / agere lat. ; GR *difatig-*) *DIFAEZH(US)*, (*den*) *NA SKUIZH* (*gwech ebet / nepred* GR), (adv.) *'NES SKUIZHANÑ* (Ph) ; (pers.) *MARC'H* : *hennzh zo ur marc'h 'vat* (Ph & Prl *jo labour / ki labour*)

**INFATUATION** (17°) *BRASONIEZH* f.-où (& *avel ha maged, c'hwe(z) / fouge(aouaerezh* - Prl)

**INFATUÉ,-E** (15° < fatuus lat. ; gaul.-celt. *burro*, v-irl & gall *bwr* NF Bour & v-br-gall) *BRAS* (sens fig.) : *ober / gober e vras, e benn bras* ; *GWRAC'H* (*g'ud* – & T<JG *sac'h-c'hwez, c'hwe(z)et he fenn* & Prl > *zac'h fou'iaou*), *PENN-BOUR* m.-où

**INFATUER** (14° < lat. ; GR *açzotet, touëllet g'*) *C'HWEZañ PENN* (*ub*) : *c'hwe'et da benn avat !* (Ph & *deut koeñv d'e benn & da ud* Pll<PM)

**INFÉCOND,-E** (15° < feo lat. / foetus gr φύω produire & sanskr. *bhu* être - Littré ; GR Li *distruich* & Pell. 18° *gaunec'h* / NF Gaonac'h, NL Cad.Pll stérile & Pll<NC) *GAONAC'H* ad. & m.-ed, (bête) *GAONAC'HENN* f.1 (& *difrouezh, distruj / distuz, hañvesk, sec'henn-ed*)

**INFÉCONDITÉ** (14° < lat. / feo) *GAONAC'H* m. (NL Cad. Pll : ar Gaonac'h bras, creis, Roz ar Gaonac'h & Prl *digroeañs / krouañs*)

**INFECT,-E** (14° pp lat. < in / facere vb faire ; GR *flæryus & brein*) *FLAERIUS* (sens divers) : *boued flaerius / c'hwezh-flaer* (*en e vragoù*), (goût / odeur Prl) *BLAZUS\*°* (& *disas'un, hudur*)

**INFECTANT,-E** (19° part.prés.) *BILIMUS / BULUMUS*

**INFECTER** (15° & s'infecter) *BILIMañ / BULUMiñ,-o* : *deuet da vulumiñ* (Ph & Prl), (abcès) *GORiñ* : *goret he biz* (T<JG-Ph son doigt s'est infecté) / *FULORIñ* : *fuloret he gar* (Pll sa jambe), (blessure au bras Wu<Drean) *FURIiñ* : *furiet en deus* ; (odeur) *FLAERiñ,-iñ* : *flaeriañ a ra*

**INFECTIEUX,-SE** (19° - Med. / m-br *loffrus / llofr* gall leper) *LOVRUS* : *ur c'hleñved lo(v)rus* (& *laourus* T & Luzel / Ph *bulumus*)

**INFECTION** (13° < lat.-tio ; GR *flær, goal* c'huez) *C'HWEZH-FLAER* f.-ioù /-enn-où, (*ur*) *FLAERIAS<sup>S</sup>ENN* f.-où (& Go *c'hwezh ar mil matañ tra*) ; (Med.) *BILIMADUR / BULUMADUR* m.-ioù (*an dorn & bilim / bulum* coll.-enn-où boutons < *binim*)

**INFÉLICITÉ** (14° / Kerlévénez - Plouha etc.) *DILEVENEZ* f.-ioù

**INFÉODATION** (15° < féod- / fig. T<JG) *KAZEL-GE* f.(-ioù / yê)

**INFÉODÉ,-E** (fig. TK) *DINDAN KAZEL-GE* (g'ub) / (n'out ket) *E-DALC'H* (geti / ganti...)

**INFÉODER** (15° < lat. médiéval *feodum* < germ. ; GR *rei e dalc'h*) *DALC'Hen* (*DINDAN & dindannañ, dindan kazel-ge* T<JG & Ph trad.) & s'inféoder *mont dindan* / (& *bout\**) *e dalc'h* (ub)

**INFÉRENCE** (18° < in & ferre vb lat. - Mat.<JM) = *inferañs* f.-où (& *douetañs*)

**INFÉRER** (14° < lat. ; GR *destumi* - Mat.<JM) = *inferiñ*, & (dér.) *dezastum* (& *d(i)ouetiñ*)

**INFÉRIEUR,-E,-MENT** (15° < inerior lat. ; gaul.-celt. *anderos & anderon* / *andernados* : *infernaux* < *ande-* : *an-* & *Annwfn* /-*andon* ; v-br *is* & m-br *a-is* - NL ; GR cours *lesyou enferyol / inferyol-ed & dindan, iseloc'h*) *A-ZINDAN / INDAN* : sa lèvre inférieure *e vuzell* (*a-*)*zindan / edan* (W), dents *dent* (*d*)*indan, diadraoñ* (& m. : partie inférieure), (en aval) *IZEL<sup>L</sup>AÑ* : *an Elorn Izelañ* (& Lémézec *izella* NL Pll, Kervinaouet *izella Hgt Kervinaoued d'an traon / nec'h*), (plus bas = gall.) *IS* : *Ker Is* (& Kerisel Pludual Go / La Ville Basse - contigue sur Lannebert), Parc *is an ty* (NL Ph *izeloc'h evit ti* & *is an end-meur bras* (Penhistilly Pll) / (Mat.<JM) *is<sup>s</sup>añ* : borne inférieure *bonn is / issañ* (cf. *us & ussañ* celt. / Ussel, Uzel & *a-uc'h* Ki / gall ; (en infériorité) *DISLAÑS, KOLL* (*ganit*), *n'eo ket evidout, re eo dit* (& *disteroc'h*) ; (n.) *inferior* m.-ed f.1 & (*ub, tud*) *DINDAN<sup>N</sup>I* (f.)

**INFÉRIORISATION** (19° n.vb. : *an DISLAÑSIN*)

**INFÉRIORISER** (19° - appr<sup>t</sup>) *DISLAÑSañ,-iñ* (ub)

**INFÉRIORITÉ** (16° < lat. - gall *is-* & v-br, NL) : en infériorité *a-is* (*dit*), (état) *DISLAÑS* f.-où, (situation) *TU-KOLL* m. : *en tu-koll emaint* (Ph / Pll *an tu 'c'honit, koll gantañ* (m.) ; complexe d'infériorité (Saded c1960) *abafter* (*an tru*) & il a un complexe d'infériorité (appr<sup>t</sup>) *ABAF* (*ema-*)

**INFERMENDESCIBLE** (19° / vb *fervere - ha*) *n'eo ket goüs, (ha) n'a ket e(n) go > dic'ho*

**INFERNAL,-AUX,-E** (12° < infernalis bas lat. ; gaul.-celt. *andedion* Gén.pl : des dieux inf<sup>r</sup> *PYL* & v-br *iffernn*, m-br *an Yffern & tan ifernal*, GR rive infernale *ribl an ifern, ar fulor eveus an ifern*) *IFERN* : *un tan ifern* (Ph / Prl > (*tan*) *iüern*), (réduite en enfer) *IFERNIET* : *ar plac'h iferniet* (trad.) / personne infernale *DIAOUL* m.-ed /-où (diabes / dieux *doueoù*) f.1

**INFERTILE** (14° < bas lat. & vb *fero* - gall *diffrwyth = difrouez(h)* GR & C. *brehaign* stérile) *DISTUZ* : *ur park distuz* (& *distu* NL / Parcou brein - cf. Li<GR *distruj & « anstrujus »*), (bio.) *DIGROU* (& Prl (*ui*) *digroéi*)

**INFERTILITÉ** (15°) *DISTUZ* f.-ioù, (bio.) *DIGROU* m. & n.vb.

**INFESTATION** (14° < lat. - in / *festus*) : infestation de poux *laou leizh e benn, e ler, louzoù leizh e bark* (cf. *LEIZH* m.-où)

**INFESTER** (14° < lat. ; GR *tourmanti, trubuilha*) *emaint, deut A-LEIZH ar vro* infestant la région (& *ampozoniñ ar vro, gwastañ an traoù*)

**INFETRABLE** (*ha*) *n'hall ket feutriñ / parchiñ*

**INFIBULATION** (16° - n.vb. : *ar*) *FIBLIÑ* (ub)

**INFICHU,-E** (20° / *fiche-* - *ha*) *n'eo ket 'walc'h evit (dont) : n'out ket 'walc'h evit diskanañ din !* (*t'es pas infichu de me répondre - au kan-ha-diskan*)

**INFIDÉLE,-MENT** (14° < *fides* lat. ; GR *difidel-ed* : *al lec'hyou santel so entre daouarn an difideled / infidella servicher eveus ar bet* K/veyer 18°, 284) = *INFIDEL* & *difidel* ad. & m.-ed f.1 (& *difeal / disleal*, au mariage *torret gante o gwalenn eured*), (appr.) *DIVADEZ*, (trad. & Hist.) *Saras<sup>in</sup>* m.-ed f.1 (شرفين *Charqiyîn* : Orientaux & كافر *kâfər* athée, impie > *cafard & Cafrerie*)

**INFIDÉLITÉ** (12° ; GR *difideded & fals credenn*) *INFIDELITE* f.-où

**INFILTRAT** (20° < filtre / KL<RM) *SILAD* m.-où

**INFILTRATION** (17° < frq / all. *Filz*) *SILADENN* f.-où : une infiltration de lisier *ur siladenn hañvouezenn* (Ph / louzeier) & n.vb. ; eaux d'infiltration *DOUR-SIL*

**INFILTRÉ** (arg. Afr. : espion du camp ennemi > *unan*) *silet 'barzh*

**INFILTRER** (14°) *SILañ,-iñ,-o* : le vent s'infiltre *an avel a zil* (T<JG-Ph & Go « le vent me zile » - bretonnisme & *en em silañ e-barzh* / Prl 'n em euvrein)

**INFIME** (14° < lat. / inferus) *BIHAN-DISTER* / *BIHAN-SOT* (Pag. L) & chose infime *disterig tra* ; quantité *BESKENNAD, BERADENN(IG), BUS<sup>S</sup>ENNAD* f.-où

**IN FINE** (lat.) = *e fin-kont, 'fin-tro, 'benn fin an dro*

**INFINI,-E,-MENT** (13° < lat. ; C. *infinis* = GR : *Doüe hep qen a vez infinit & hep dezrou na finvez* – gall *diderfyn*) *DIDERMEN* ad. & m.-où, & *infinis* ad. & m.-où (Mat.<JM) *infinis, un infinit a elfennoù*, & infiniment grand *bras-infinis* ; (fig. & à l'infini) *DISAÑS, DISTAILH* : *kaer distailh*

**INFINITÉ** (13° < vb & finis lat.) *ANFIN* n.-ioù & (*un*) *infinis* (a...)

**INFINITÉSIMAL,-AUX,-E** (18° < angl. / lat. – gall *bach iawn* – Mat.<JM) *infinitesimal, BIHAN-NETRA* / *BIHAN-SOT* ; quantité infinitésimale *ur vus<sup>S</sup>ennig* (Prl / Ph) *ur pekadig / pokadig* > *PEKA'IG* (Ko / *un netraig*...)

**INFINITIF,-VE** (14° < in\finitus lat. Gram. – gall *berf-enw*) *AN<sup>V</sup>-VERB* m.-ioù (& 'pennanor' néol. Saded) ; une (proposition) infinitive *lavarenn anv-verb* f.-où

**INFINITUDE** (16° - Mat.<JM) *infinited* (f.)

**INFIRMATIF,-VE** (16° Dr – déverbal) *DIHARP*

**INFIRMATION** (15° < lat. : *un*) *DIHARP* m.-où

**INFIRME** (13°-16° < enferm(e) & in\firmus lat. / *enfermo* esp. ; gaul.-celt. *liscos, v-irl lesc* & gall *llesg* ; GR *clañvidicq, clañvus* & L'esprit est prompt, mais la chair infirme – Pascal 17° *ar spered so prout, hegon ar c'hicq so sempl – ub*) *AFLIJET* : *tud aflijet* (trad. KT), *SIET* : *e vreur oa siet 'zijt* (Ph & *nammet handicapé / ampechet, dalc'het en e gorf / spered, mac'hagnet mutilé & gwan* gall.)

**INFIRMER** (14° < firmus lat. - ferme ad.) *DIHARPañ,-iñ* : *diharpet g'un all* (Ph)

**INFIRMERIE** (14° ; GR *infirmiry, iffirmeury-ou*) *INFIRMIRI* f.-où, & *sal ar re glañv* f.-ioù (& *klañvdi* NL Clandy, Claondy Ph / *clafdy* gall.)

**INFIRMIER,-ÈRE** (14°-15° ; GR *infirmeurs, iffirmour* / L1900 *an infirmier*) *INFIRMIER,-OUR* m.-(*er*)ien f.1 : *he merc'h zo infirmier 's<sup>e</sup>* (Ph) & (néol.) *klañvdiour* m.-ion f.1

**INFIRMITÉ** (13° ; GR *iffirmité, semplidig<sup>ez</sup>* / C.) *MAC'HAGN* m.-où : l'infirmité des membres *mac'hagn an izili*, sans infirmité *yac'h ha divac'hagn* (T<JG-Ph / Ku<RB sans handicap *prespol* < *yec'hed ha prespolite* !), (parf.) *SI-FALL* m.-où-*fall*

**INFIXE** (19° < lat. – gall *mewnol* : *e-barzh ema-*) = 'engerig' m.-où

**INFLAMMABILITÉ** (15° < flamma lat. / flagma - ie & gr φλέγειν brûler, φλόξ flamme & sanskr. *bhraj* brûler, briller / NL Pont... losquet) *LOSKIDIGEZH* f.-ioù

**INFLAMMABLE** (14° < lat.) *LOSKIDIG* /-IK\*, (très inflammable / amadou) *SEC'H-TONT*

**INFLAMMATION** (15° < lat. / flamme ; GR *tanigenn, tomder, groës*) *TANIGENN* / *TANIJENN* f.-où : inflammation de la gorge *tanigenn ar goug* (Ph *tanienn*), *TANENN* f.-où : *tanenn-noz*, & *entanidigezh* f.-ioù (PYK), (brûlure Dp : *al*) *LESK* (*LOSK*) m.-où, (appr<sup>t</sup> & fam<sup>t</sup>) *POAZH* / *POEZH* m. : *mad ouzh ar poazh* ; (de q.ch.) *loskadurezh* f. ; créer de l'inflammation *FULORiñ* (*a ra he gar* – Ph) / supprimer l'inflammation *DIFULORiñ* (T<JG-Ph / *senk & chenk* aphtes, *iniabr* W<GH)

**INFLAMMATOIRE** (16° Med.) *TANAILHUS*

**INFLATION** (16° < angl. / lat. & vb in\flare – gall *chwydd*) *c'hwezh* (*ar moneiz*) > “*monc'hwezh*” m. ; connaître & subir l'inflation *KANal* : *kanal a ray an ed* (trad' W<GH)

**INFLATIONNISTE** (19° < angl. - gall *chwyddo* : *ur politikerezh*) *c'hwezo moneiz* / “*monc'hwezh*”

**INFLÉCHI,-E** (18° < vb *flectere* lat.) *SOUBLET*, (voyelle) *DILIVET* : *un A dilivet*

**INFLÉCHIR** (18° & s') *SOUBLañ,-iñ* ; en s'infléchissant (*o vont*) *war soublañs*

**INFLÉCHISSEMENT** (19°) *SOUBLADENN* f.-où

**INFLEXIBILITÉ** (14° / plic- & ie) *DIBLEG* m.-où (cf. *DIR*)

**INFLEXIBLE,-MENT** (14° < lat. – gall *anhyblyg / plyg*, NF Corfdir /-dyr, Taldir) *DIBLEG(US)* : *ur paotr dibleg, (tud) pleg ebed enno* (T<JG-Ph) / *diwevn* ; (appr. T<JG) *STARD* : *un den stard eo*

**INFLEXION** (14° < lat.-io ; GR *ar soubl & ar plecg eus ar vouëz – ar, ur*) *SOUBL* m.-où, *SOUBLADUR* m.-ioù : *soubladur ar penn, SOUBLAÑS* f.-où & (Mat.<JM) *infleksion* f.-où

**INFLIGER** (15° < lat. / flagere ; v-br-gall *ladam, irl slad- & gall dyladdi*) *DELAZHiñ* : *dela'het taolioù (& skoet, Ph darc'ha un taol / T<JG dilazou)*

**INFLORESCENCE** (18° < flora lat.) *bleuniadur* m.-ioù

**INFLUENÇABLE** (19° < vb in\fluere) *LEVEZONAPL* \*

**INFLUENCE** (13° < lat.miéval < vb in\fluere & flux – gall *dylanwad* < *llanw* / v-br-gall *lanu* ; GR (*droucq-nerz ar stered* & L 1900 id. = *influens varnomp* / *levaison* > m-br 16° *levaeson*) *LEVEZON* f.-où : *levezon war an dud, mauvaise inflence levezon fall / gwall l., sous l'influence dindan levezon ub, (métonymie) ALAN / ANAL* m. : sous leur influence *en o alan* (T<JG), *KROG* m. : ils n'ont aucune influence sur nous *n'o deus tamm krog warnomp* (Ph & *beli* empire fig., *delanwad* incidence, *hoal* ascendant, *tricherezh / ober truch- da ub* Ph mauvais entrainement) ; (gall *ysgoi* & v-br *siscuint, scei* / paralysie hypnotique Ph *sko* & Prl *skoet get sac'h Ploe* / Li<YR *skouet e oa gand an diaoul*) sous influence *SKO / SKOET* (g'ud), '*dan leveson*'

**INFLUENCER** (18°) *LEVEZONañ, -iñ* (*ar re yaouank / kaout krog & ema he alan warno*)

**INFLUENT,-E** (18° < lat. - part.prés.) *levezonus*

**INFLUENZA** (18°<it. & angl. / *flue* grippe – gall *ffliw* : *flu* & *anwydwst*) *ANOUEDADUR* m.-ioù (Ph & *taol anoued / ema ar grip ganti*)

**INFLUER** (14° < lat. / flux – sur) *TAOLer war o buhez*

**INFLUX** (lat. ; v-br *elanu* gl embolism LF 156) = *FOEÑVENN* f.-où (& fluide / *lanwiad* flux)

**INFO** (20° / celt. & v-irl *scel* > *scéal*) *KEL* (& arg. scol. : cours d'info) > **INFORMATIQUE**

**INFOGRAPHIE** (marque) = *infografiezh* f.-où

**INFOGRAPH(IST)E** = *infografist* m.-ed

**IN-FOLIO** (lat. - v-br *letenep*) *ledeneb daoubleget* m.-où

**INFONDÉ,-E** (19° ad. / pp - vb) *DIFONT / diziazez /-et*

**INFORMATEUR,-TRICE** (18°) *KELAOUER* (& donnant renseignement *titourer / kelaouaer* - Tu<JD personne s'informant / reporter etc.) m.-ien f.1

**INFORMATICIEN,-NE** (20°) = *informatis<sup>ian</sup>* m.-ed f.1 & *urzhiataer,-our* m.-ion f.1 (& m.-ioù ordi / *stlenner* > cyber- mais sens réel différent - NALBB n° 551 clair - syn. / *sklaer, spes, splann*)

**INFORMATIF,-VE** (20° / *kehe(z)l-ou* m-br Ku) *kelaou (enni) / KELOÛ*, (appr<sup>t</sup>) *stlenn* (& /*sklin*/)

**INFORMATION** (13° < lat. / forme gr *μορφή* ; gaul.-celt. \**sketla* & v-irl *scel* récit, m-br *quehezl* ; GR Droit *enclasq*) *KELOÛ* m. (pl *kel / kehel & keal, kevell* – W / Prl *celaou*) pl. *KELEIER* (& *kelo(ù)ioù* T, *kevelleù*), (sing. : une nouvelle & revue lit.) *KELAOUENN* f.-où : *ur c'heloù all, keleier ar sizhun, n.vb. KELAOUIÑ* (& *kelaoua* chercher des informations / *doare* nouvelle, *titour* renseignement) ; ouvrir une information *ober ur c'helaou diwar-benn ub* (& *ober enklask* GR) ; pour votre information *deoc'h da c'hoût, kement hag ho kelaouiñ* & pour info *da c'hoût (deor...)*

**INFORMATIONNEL,-LE** (dér. / déverbal > ad.) *KELAOUA*

**INFORMATIQUE** (1960 < information vb in\formare lat. & forma, gr *μορφή* ; v-br-gall, m-br *stlen, & stlennder* = *splannder* NALBB n° 164 / *sklaer, spes / spis, splann & stlenn*) = *informatik* ad. & m.-où, *urzhiataerezh* m. (& n.vb. : *an urzhiata*), (angl. *computerizing / computer* & v-br *compot*) *kompoderezh* m.-ioù (Diwan & cyber / *stlenn*)

**INFORMATIQUEMENT** (adv. - *graet*) *dre informatik*

**INFORMATISATION** (n.vb. : *an*) *urzhiata / "stlennata"*

**INFORMATISER** (vb 2 - appr<sup>t</sup>) *urzhiata* (& *stlennata*)

**INFORME** (16° < lat. / forma - métathèse gr *μορφή* morphê & dér. - Littré ; C. *difurm* = *materij difurm* GR & *hep furm e-bed*) *DIFES<sup>s</sup>ON* (T<JG-Ph), *DISNEUZ, DISTUMM*, (fam<sup>t</sup>) *FORM AN O* (Mar. Ki<PD & Prl *dibleus(k) / diaos, didres<sup>s</sup>*, fam. *bitaklaj, & ud palevarzh* mal foutu NF Palefars / Daouphars...)

**INFORMÉ,-E** (17° - pp) *KELAOUET* : *kelaouet-kaer / kelaouet fall*, être libre c'est être informé *bezañ dieub eo bezañ kelaouet* & jusqu'à plus ample informé *bete goût hiroc'h / beta gouiet hirroc'h* (Prl)

**INFORMEL,-LE** (20° / angl. – gall / *ffurf* – appr.) *DIARDOÛ*

**INFORMER** (13° < in\formare lat. / enformer & forme ; GR *rei furm* & l'âme est ce qui informe le corps *ar c'horf so enaouët gad an ene / enclasq, evit gouzout an doareou*) *KELAOUiñ* (& var.) & *kas<sup>s</sup> keloù, kas kannad, kemenn (da ub eus ud / degemenn - marv\*)* & on m'a informé que je serai au chômage *roet da c'hoût din-me 'ne labouri ket ken'* (Guerlesquin TK<F3) ; s'informer *KELAOUA, KLASK PENN (eus ud & Prl kla'h gouiet penn / titouriñ (se) renseigner)*

**INFORMULÉ,-E** (19° pp - *ha*) *n'eo ket geriet*

**INFORTUNE** (14° < fortuna lat. ; GR *droulançz, goall fortun*) *REUZEUDIG EZH* f.-ioù, *DROUGLAMM* m.-où (& *droukchañs, drou(g)lañs, drougverzh*)

**INFORTUNÉ,-E** (14° pp & n. ; GR *un den a voall fortun*) *REUZEUDIG* m.-ien f.1 /-IK\* (ad.) : *tud reuzeudik\** ; (appr. : malheureux) *KAEZH* : *den kaezh, plac'h kaezh ! (pl.) keizh (tud)*

**INFOTHÈQUE** (fin 20° / biblio- < gr) > *kelaoueg* f.-où

**INFOUTU** (20° / foutre = infichu) *divarreg /-ek\** (*da*)

**INFRA** (lat.) *A-IS, is- / dan-* (sous) = *infra-*

**INFRACTION** (13° < lat. / frangere ; GR *torradur lesenn* & 'infracteur' *torrer / lesennou*) *felladenn* f.-où, *TORR-LEZENN* m. (& Laouenan 1830, 142 *tréou a énép al lezenn*)

**INFRA-LIMINAL,-AUX,-E** (20° Psy.) =

**INFRANCHISSABLE** (18° - *ha*) *n'haller mont dreistañ (& treizhañ, tremen) / (pl.) DREISTO*

**INFRANGIBLE** (16°) *DIDORR* (devise *T fun a dri gor a vec'h ez torr*), & (*ha*) *n'oufed breviñ*

**INFRAROUGE** (19° gall *isgoch* : *isruz*) = *infraruz*

**INFRASON** (20°) = *infrasonioù* (m.-ioù)

**INFRASTRUCTURE** (19° - calq. / us-) *isframm / danframm (Opab, TES)* m.-où

**INFRÉQUENTABLE** (appr<sup>t</sup>) *DIGEVANNEZUS* & (*ha*) *n'haller ket daremprediñ*

**INFROISSABLE** (20° < frustum lat. - T) *DIJOG*, (*ha*) *n'eo ket chok* (Ph)

**INFRACTUEUX,-SE,-MENT** (14° < fructus ; GR *difrouëz-us*) *DIFROUEZH* (& T *dizamplet*)

**INFUMABLE** (fam<sup>t</sup> / fume... - *ha*) *n'haller butuniñ, fumiñ*, (appr<sup>t</sup> - âcre) *PUT*

**INFUS,-E** (13° < lat.-us; GR / Adam : *digant Doue*) *A-VIHAN* : science infuse *skiant ganto a-vihan*

**INFUSER** (14° < in\fundere lat. ; GR *glec'hi* & *gwl-* / *gwlychu* gall. – macérer) *GLEC'Hiañ / GWLEC'Hiñ (ment-du d'ober te - mint) & lakad e(n) glec'h ; SILañ,-iñ (en ud)*

**INFUSIBLE** (18° < fusum supin vb fundere lat. / gaul.-celt. & v-br - *teuz*) *dideuz*

**INFUSION** (13° < lat. / vb ; GR *distremp, diskuilh*) *GLEC'H / GWLEC'H* > *GLEUC'H* (K) m.-où & (en) *e glec'h*, (tisane) *DOUR* m.-ioù : *dour ment, dour diwar beuz (Go & dourwin)*

**INGAGNABLE** (18° < germ. & *weidanjan / (to) win*) *DIC'HONEZ* (TK /di'hō:ne/ & extra)

**INGAMBE** (16° < *in gamba* it. / *gamba* – gaul.-celt. *gambeta / cambo D.*) *GRIF* (var. *GRIF*) : *gref on c'hoazh (& gren, dibilh vif, difall alerte / gailhard > « gaièrt » Prl)*

« **INGÉNIE** » (gallo : sagacité / ingénieux - si pas ingénieur - gallo) > *IJIN(IG)*

**INGÉNIEUR** (14°-18° < lat. ; C. *inging* & vb – s'ingénieur à) *LAK'E IJIN (da – & sipañ e spered)*

**INGÉNIEURIE** (20° < angl *engineering* / industrie – par ext.) *ijinerezh* m.-ioù

**INGÉNIEUR** (16° < ingenium lat. & vb ; gaul. *vergobretos* > *vergobret* / v-br-gall *guerg* gl efficace ; GR *i(ñ)gigner ar roue*) *IJINOUR* m.-ion f.1 : *ijinour war al labourerezh-douar*

**INGÉNIEUX,-SE,-MENT** (14° < lat. & in / genere ; C. *ingignus* & GR *igignus*, adv. *gad igin*) *IJINUS*, & *ijineg /-ek\** : q<sup>d</sup> on n'est pas ingénieur on est ingénieux *ma ne ves ket ijiner be' ijineg & (paotr) itrik gantañ (T<JG)* ; (adv. Prl) *dre dres<sup>s</sup> (& un den dres /drès/)* / *DRE DU* (par le bon côté)

**INGÉNIOUSITÉ** (14° < lat.; C. *inging*, GR *i(ñ)gin*) *ijinegezh* f., (appr. & engin, génie) *IJIN* m.-où : *leun a ijin & (adage) gwelloc'h ijin eget nerzh (& fines<sup>a</sup> / « finansi » Prl & très<sup>s</sup>)*

**INGÉNU,-E,-MENT** (15° < lat. / gennus - ie; C. & GR *francq*) *DIDROELL (e galon / didro(-kaer)* franc, simple,-ment & *didroidell* candide, *kalon eeun* FV, *plaen*)

**INGÉNUITÉ** (17° < lat.-itas ; GR *francqz a galoun*) *DIDROELL* f.-où (& *plaended*)

**INGÉRABLE** (vb gérer & ingouvernable / *RENABL*) *INRENAPL\** : *traoù (& tud) inrenapl*

**INGÉRENCE** (19°) *EMELLEREZH* m.-ioù (*en ud*)

**INGÉRER** (14° < lat. IN / genere - ie gen- ; GR s' *hem emellout eus*) *EMELLAñ,-iñ,-out\** (*en ud & en em emelliñ eus un dra & GR en em vellout*) ; (19° ingérer q.chose) *EUVRañ,-iñ,-o* : médicaments *euвраñ louzeier (& eu(v)ro Ku / Prl eu(v)rein)*

**INGESTION** (19° < lat. & vb / n.vb.) *EUVRADUR* m.-ioù, (an) *EUVRO*

**INGLORIEUX,-SE,-MENT** (18° < lat. & *Inglorious basterds*) *dic'hloar*

**INGOUVERNABLE** (& ingérable) *INRENABL<sup>e</sup>*; (bateau - bag) *DISTUR*

**INGRANDES** (NL div. 36, 37, 86 etc. & Ingrannes 49 < equoranda gaul. : limite territoriale / bétail richesse - ie \*(p)eku pecun- lat. - D. & gaul.-celt. randa = *rann* v-br-corn-gall-irl, Rannou NF-NP-NL – var. Aigurande, Egué-, Eygu-, Igue-, Yvrande(s) & Eurande, La Guirande etc. D 138 / *Evrans*) =

**INGRANNES** (NL Indre, Loiret) > INGRANDES

**INGRAT,-E** (14° < lat. – gratus ; GR *ingrat* : an *ingratâ den*) *INGRAT* (trad.), (non reconnaissant) *DIZANAOUDEG* m.-ien f.1 /-ek\* (ad. / *dianaoudek* ignorant) ; (de visage) *DICHAÑCH* / *DISAÑS* (Wi / Ku), (*PENN*) *LU* (Wi<PYK-Dp, NF) & âge ingrat *oad diaes* (& *droch, kleiz Ph gauche / bête*) ; tâche ingrate *gwall grogad / reuziad labour (reuz ar sizlzig)* ; métier ingrat *micHER start* : terre ingrate *douar da blantañ chas* (mettre en terre / enterrer)

**INGRATITUDE** (13° - lar. < ingratus ; GR *ingrateriy-ou*) *DIZANAOUDEGEZH* f.-ioù, & *ingrateri* f.-où (& Prl *ramouStere'h*)

**INGRÉDIENT** (16° < lat p.prés. / gr drachma – gall *defnydd, elfen* : *davnez / danvez & elfenn*) *DRAMM* f.-où (usu. Ph-T javelle entrant dans la composition d'une gerbe & *danvez, elfenn-où*), (soupe du pauvre aux trois ingrédients - *soubenn*) *an tri zraig / draig (dour, holen ha baraig)*

**INGRESSION** (14° < lat. Géo. / gradi – gall *mynediad*) = (*ur*) *moned e-barzh (eus doureier-mor... / 'barzh an douaroù)*

**INGUÉRISSEABLE** (15° < guérir & germ.-all *wehren*) *DIBAREÛS* (& *dibare* incurable, *diremed* irrémédiable,-ment), & (*ha*) *n'essa ket* (Prl / Ph *n'essaev tamm*) > *n'es'a ket !*

**INGUINAL,-AUX,-E** (15° < inguen - lat. : aine ; gaul.-celt. gabolos & v-br *gabl*) *GAOL* / *KRABOCH* (fam<sup>t</sup> / carabosse ? & var. 18° *craboçç*) : hernies inguinales *avelennou gaol*

**INGUINIEL** (NL 56 < an *Iviniel*) an *IGNEL*

**INGURGITATION** (19° < lat. & gorges - gorge ; gaul.-celt. loncate) *lonkidigezh* f.-ioù

**INGURGITER** (19° < ingurgitare - gaul.-celt. loncate) *LONKAñ,-iñ,-o* (*banneou*), *PEURBAKAñ* : *da beurbakañ ma yod, & plantañ en e c'hoùg* (cf. *floupañ* gober, *kloukañ* goinfre)

**INHABILE,-MENT** (14° < lat. / habilis < vb habere) *DI(Z)AMPART* / *DIAMPERT* (Prl & Ph-T *teuk(enn)* malhabile)

**INHABILETÉ** (19° < lat.) *DI(Z)AMPARTIZ\*<sup>o</sup>* f.-où

**INHABILITÉ** (14° Dr – GR *ur bastard ne all qet testamanti, nac heritout*) *dic'houest* ad. & m.

**INHABITABLE** (14° < vb habiter & lat. - *lec'h*) *DIGEVANNEZUS* (& *digevannus* T)

**INHABITÉ,-E** (14° pp < habitus lat. & vb habere ; gaul.-celt. andosedo / *anhedd* gall & *hedd, síd* gaél. - ie sed- ; GR *leac'h ne chom necun* / M.17° *diannezet*) *DIANNEZ* / *DIANNE<sup>2</sup>ET* /diã'niət/, (T<JG & inhospitalier) *DIGEVANNEZ* : *takadou digevannez* (& *didud* désert, Prl *hemp tud 'barzh*)

**INHABITUEL,-LE** (19° < habitus ; gaul.-celt. bessu : *boes*) *DIVOAS* (& *digustum* inaccoutumé)

**INHALATEUR,-TRICE** (19° - dér. < gaul.-celt. & v-br-gall *anal*) *enanaler* m.-ion (f.1)

**INHALATION** (18°) *enanaladur* m.-ioù & n.vb. ; faire (une inhalation) *FOiñ*

**INHALER** (19° < in\halare lat.) *ENANALIñ* (& *analiñ* inspirer, respirer Ph *tennañ e anal*)

**INHARMONIE** (18° / gr ἀρμονία - appr<sup>t</sup>) *DIZAKORD* m.-où, (un) *DIAHEL a dra* (YD)

**INHARMONIEUX,-SE** (18°) *DIZAKORD*, (*dañs, dañsal*) *DIAHEL* (Wu<Drean)

**INHARMONIQUE** (19° / harmonie) *DIAKORD* (cf. *DISKORD*)

**INHÉRENCE** (14° < lat. scolastique < in & haerere / C. *englenaff* 'aherdre' : adhérer & gaul.-celt. glion – appr<sup>t</sup>) *DALC'HAÑS* f. & *inherañs* f.-où

**INHÉRENT,-E** (16° part.prés. < lat. inhaer- / gaul.-celt. delgu *del*) *a-zalc'h (g')*, *STAG-HA-STAG* (*ouzh ud / kenstag* cohérent)

**INHIBÉ,-E** (19° pp) *DALC'HET* (*en e spered*), *STOUVET* : *diouzhtu 'vez stouvet* (Ph / Prl *haodet*)

**INHIBER** (14° < lat. - in / habere ; gaul.-celt. delgu : tenir etc.) *DALC'Hen* (*en e spered, war*), *STOUVAñ,-iñ,-o* (*ub Ph & bloquer / haodiñ & « ho.dein »* (Prl) / *luziañ, rouestlañ & var.*)

**INHIBITEUR,-TRICE** (19° - Med.) *DALC'HER* / *STOUVER* m.-ien f.1

**INHIBITIF,-VE** (16°) *dalc'hus, & stouvus*

**INHIBITION** (14° < lat.-io ; C. *inhibicion* = *bers*) *DALC'H(-SPERED)* m.-où, (n.vb. : *ur*) *STOUVAÑ* / *ur stouv spered* & *haodadur* (Prl) m.-ioù (& *berz* injonction, *luz* embrouille, *rouestl* embrouillis & *reustl* / *rost*, *stoc'h* / *stouf* & *stouv-*)

**INHOSPITALIER,-E** (16°) *DIGEVANNEZUS* : *eno eo digevannezus*, (& *inabrité*) *DIABRI*

**INHUMAIN,-E,-MENT** (14° < lat. < homo / humus - Littré ; GR *dinatur, digar, divad* & *criz*) *dizenel* & *in(h)umen* (Th.trad.), *DINATUR* : *tud dinatur* (& *digar, di(s)hegar, divad* / *divat\**), (appr.) *KRIZ* (*ouzh an dud*)

**INHUMANITÉ** (15° < lat.-itas) *dizenelezh, DINATUR* f. (& *divadelezh* / *an divad*)

**INHUMATION** (15°) *DOUARIDIGÉZH* f.-où & n.vb. : *an douariñ korfoù* (& *inter(r)amant* > *intramant* Ph / E-Prl *inter'mant* & L *enterramant* / *beziad* sépulture, *obidoù* obsèques)

**INHUMER** (15° < lat. – humus / homme - Rob.) *DOUARAñ,-iñ* : *pelec'h 'vo douaret ar c'horf?* (& *inter(r)iñ* enterrer, *beziñ* donner sépulture)

**INIMAGINABLE** (16° < imago lat. ; GR *dreist qement a alleur da songeal*) *DREIST-FALTAZI*, & (*ha*) *n'oufed faltaziañ* (*en tu-hont d'ar faltazio*)

**INIMITABLE** (15° < vb imitari lat. ; GR *ne aller qet da imita*) *DISHEÑVEL* : sa tambouille est inimitable (péjor.) *disheñvel eo he c'heusteurenn !*, & (*ha*) *n'oufed dezrevell* (Ph / Prl *despetal*)

**INIMITIÉ** (14° < lat. / inimicus ; GR *droug<sup>ie</sup>z natur entre ar c'hizyer hac al logod, caçzony*) *DIGARANTEZ* f.-où (& *drougiezh, enebiezh, kas<sup>o</sup>ni* & *oaz* / *oaz-kren*)

**ININFLAMMABLE** (17° < flamma lat. - ie) *DIDAN* (& *dilosk*)

**ININTELLIGENCE** (18° < lat.) *DISPERED* m. (Ph), (surn.) *SPERED BERR* m.(-où)

**ININTELLIGENT,-E,-EMMENT** (18° < lat.) *DISPEREDEG* / *-EK\** (ad. & Ph *dispered* débile), (fille grande & inintelligente - Wu) *karamlou*

**ININTELLIGIBILITÉ** (17° / vb intelligere lat. - ar) *YODENNIÑ* (*en ur gomz*)

**ININTELLIGIBLE,-MENT** (17° - métonymie / gaul.-celt. iutta) *YODENNEG* / *-EK\** : *komz yodenneg*, & langue inintelligible *saoznaj* (T<JG / TL *saozmeg*)

**ININTÉRESSANT,-E** (19° < interest lat. / inter & vb esse : est) *DIZUDI* (Prl *diStumm*, & *diamStoarus*), conversation inintéressante (*hounnezh he deus ur g*) *KAOZ DIVALO* (T<JG) f.-ioù, bavard inintéressant *GLABOUSEUR* (Li<YR / Ph *glabous<sup>er</sup>*) m.-ien f.1 > *GLABOUS* = *FLABOUS* ad. (Pll/Are<GL) : *komzoù glabous* / *glabouser*

**ININTERROMPU,-E** (18° / rompre) *DISPAN*, (parf. Li) *DIASTAL, DIZIHAN* (Ph & '*nes dihan*)

**INIQUÉ,-MENT** (14° < lat. / æquus – gall *drwg*) *GAOUÛS* (T<JG), (préf.) *GWALL* : jugement inique *ur gwall varn, traoù inik* (& *di(s)leal*)

**INIQUITÉ** (12°<lat. ; gaul.-celt. uolson : dommage / v-br *uual*) *GWALL* m.-où : *hon gwalloù* & (C.) *inikite* f.-où (& *dilealded* déloyauté)

**INITIAL,-AUX,-E,-MENT** (12°-17° < lat. - in & ire vb aller ; br-kr *a dezrou* C., v-br *blein* = corn-gall, irl > gall *blaen, cyntaf* & NL *Blaenau* / *Blengheor* - Are) *BLEIN* : *loen* / *marc'h blein* bête en position initiale (NF *Le Blein* & pl. > *bleñchoù*), *KENTAÑ* (superl. préfixé) : ses études initiales *e gentañ studioù*, lorsque je la vis initialement *kentañ 'm eus gwelet anehi* (trad. Ph & *kentañ pa oan aet*), & *a-gomañs* / *a-zeroù* / *-DERAOU*, (Mat.<JM) = *initial* ; initiales (n.pl. - GR *lizerennou tal* & *letrenn dal*) *lizherennoù blein* / *tal* & *kentañ lizherenn* f.-où

**INITIALISATION** (Mat.<JM : *un*) *initialisañ<sup>e</sup>*, (déver.) *ENAOU* m. & (appr.) *kentañ lañs* f.-où

**INITIALISER** (20° Inform. < angl. - Mat.<JM) = *initializañ,-iñ* / *DERAOUiñ, ENAOUiñ* (*ud* / *ar gouloù* Ki & débiter *deraouiñ* & *lañsañ*)

**INITIATEUR,-TRICE** (16° < bas lat.) *REIZHER* m.-ion f.1 (gall > *deraouer* & *lañser, lusker*)

**INITIATION** (15° < lat. ; gaul *comrunos* & v-irl *comrún* commun secret / rune, gall *cyfrin*) = *kevrin* m.-où, (à) *REIZHEREZH* m.-ioù (*war ud*), (parf.) *DESKONI* f.-où (& Prl *deskere'h*)

**INITIATIQUE** (cf. NF *Queffrinec* & v-br-gall *rin, rún* irl & *runos* gaul.-celt.) *kevrineg* / *-ek\**

**INITIATIVE** (16°-18° < lat. & vb ; C. *introduaff*) *INTRUDU* m. : aucune initiative *tamm intrudu* (*ebet* - Go & *intruju*), esprit (d'initiative) *ISPRID* m.-où,-joù (Li > *sprid* / *spered*) : *sprid en o labour*, (démarche v-br gl mobiles *luscou*) *LUSK* m.-où (& *luskamant*) : de sa propre initiative *diwar e lusk e-unan*, prendre l'initiative *reiñ lusk* (*d'ud* / *d'ar jeu*), ayant l'esprit d'init. & (*spered*) *luskus* ; sans initiative *DIZINTRUDU* (Go / T<JG...) *DIBALAMOUR* / *DIFORZH* (Ph s'en fichant)



**INITIÉ,-E** (14° & n. – GR / cléricature *cloarecq*) *REIZH / REIZHET* : sa fille fut initiée à la magie *e verc'h oa bet reizhet war ar gazel-ge* (trad. Ph & instruite *kelennet g'ar veleien*)

**INITIER** (14° < lat. / initium) *REIZHañ,-iñ* (*ub war ud*) : moi je vous initierai à ce métier *me a reizho ac'hanoc'h war ar vicher* (Ph), *poent dimp en em reizhañ war ar video* (cf. (s')entraîner *aroutein* Prl & instruire *kelenn / lenn*)

**INJECTABLE** (20° / jactus lat.) *STRINK* : *ampoulenn strink*

**INJECTÉ,-E** (de sang etc.) *STRINK* (*gwad*) *enno*

**INJECTER** (18° < i njectum lat. ; GR *strincqellat / strincqa, flistra*) *STRINKELLAñ,-iñ* (*gwad & Ph strinkañ jaillir & jeter / flistrañ gicler*)

**INJECTEUR,-TRICE** (19° Med) *STRINKELLER* m.-ion f.1 (& *flistrer* gicleur)

**INJECTIF,-VE** (Mat.<JM) = *injektiv(el)*

**INJECTION** (14° < lat.-io ; GR *strincq(ell)adur*) *STRINKELLADUR* m.-ioù (Ph *strinkadur & flistradur*) & (Mat.<JM) *injeksion* f.-où

**INJECTIVITÉ** (Mat.<JM) *injektivelezh* f.-ioù

**INJOIGNABLE** (20° < jungere lat. - ie yuj'n sanskr. / *Junt-*) '*nes diraes (gant ar pellgomz / galv)* & il est injoignable pour le moment *n'eus tizh ebet dehoñ evit poent*

**INJONCTIF,-VE** (18° - C. < lat.) *gourc'hemennus*

**INJONCTION** (13° < < vb in'jung'ere lat. ; GR *gourc'hemenn-ou*) *GOURC'HEMENN* m.-où : jonction thérapeutique *gourc'hemenn da yac'haat* ; (jonction négative) *BERZ* f.-où (var. *W belz-eù*) : *berzioù ar skolaerez*

**INJOUABLE** (18° & vb / jouer - v-br-corn-gall *huari*) *DIC'HOARI*

**INJURE** (12° & injurie < injuria - lat. (de) jure ; v-br *huarnou & huern* m-br ; C. *iniur*, GR *injur* & *cana salmennou, lavaret cunujennou*) *KUNUJ* coll.-enn-où (Li & *injur / añjuli, laed, salmantenn*), & *huern* m.-où

**INJURIER** (14° & 12° injurier < bas lat. ; C. *iniuriaff*, GR *injurya,-eiñ*) *KUNUJ(ENN)añ* (& insulter / *kunudal* gémir), *injuria / AÑJULI*al (Wu<Bayon B.Ile 56 & trad. 19° W *O Nobled anjuliet* - ô nobles injuriés / *bleizañ* incendier, *huernein, laetaat* invectiver Prl & *skandellein, salmant(enn)iñ* faire une scène, & *laret traoù da ub*)

**INJURIEUX,-SE,-MENT** (14° < bas lat. ; GR *injuryus*) *injurius* (& *añjulius*), *kunuj(enn)us*, & *huern* ; (personne) *KUNUJER* m.-ien f.1 (NF) & *injurier* m.-ion f.1 & personnes injurieuses *bleizaj*

**INJUSTE,-MENT** (13° < lat. - justus / jus ; M.17° *iniust*, GR *disleal, ar pez ne deo qet just, a enep justicz ha resoun*) *AMJUST / IÑJUST* (popul<sup>l</sup>) : *se zo iñjust, memes tra !* (& Prl *pas juSt*) = *DIREIZH* ad. & n. : *re a draou direizh* (& *disleal* déloyal,-ement / *e-leal*), (adv. 19° trad. T) *injustamant*, (accusé) *injustement (tamallet) heb sujed na rezon* (T<JG / Ph-L) *E GAOU*

**INJUSTICE** (12° < lat. / NL *Justiçou, Parc Justisse* ; GR *injusticz* – Li popul<sup>l</sup> / Rusq. 18°) *AMJUSTIS<sup>s</sup> = IÑJUSTIS<sup>s</sup>* f.-où : *iñjustis<sup>o</sup>où bras*, *DIREIZHDED / DIREISHTED* (W) f.

**INJUSTIFIABLE** (18° / vb just- - *ha*) *n'haller ket justifiañ, NEB-ABEG* (Pll<PM > /ne'ba:b<sup>ak</sup>/)

**INJUSTIFIÉ,-E** (19°) *DIABEG*, & '*nes abeg* (Ph) ; critique injustifiée *PISMIGADENN* f.-où

**INLANDSIS** (19° < scand. - *in & land* - inland irl *intíre*) = *un inlandsis*

**INLASSABLE,-MENT** (cf. Ph *faezh las*) *DIFAEZH* (-KAER & *difaezhus* infatigable)

**INLAY** (19° < angl. – gall *addurno ag ifori - ivory / inlaid* irl *ionlaitse /inlat's'ə/*) *inlay*

**INNÉ,-E** (17° < lat. *innatus* - ie / gaul.-celt. *uen-*, v-br-gall *coguennou*) *A-OUENN* : *a-ouenn dezhe* (& *hale-ouenn* congénital,-ement / T<JG) *krouet evel-se*

**INNÉISME** (19°) = *inneism* m.-où

**INNÉISTE** (19°) *inneist* m.-ed f.1

**INNÉITÉ** (19° - appr. - *an*) *TREC'H-GOUENN* (m.)

**INNERVANT,-E** (20° / nerv- : *danvez*)-*nervennañ*

**INNERVATION** (20° - n.vb. : *an*) *nervennañ*

**INNERVER** (19° < nervus ; C. *di-*) *nervennañ,-iñ*

**INNOCENCE** (12° < lat. - in & vb nocere - nuire *noas-* ; C. & GR *innoczançz & -ded*) *INOS<sup>s</sup>ANTED* f., (relig.) *DIBEC'HED* m. (& *diantegezh, dinamded* f.) ; en toute innocence *DINAMM-KAER*

**INNOCENT,-E,-EMMENT** (11° < lat. / nocere : primum non nocere ; C. & GR *innocent-ed* & *dibec'h, dinamm, divlam & diantecq, didamall, direbech*) *INOS<sup>S</sup>ANT* ad. & m.-ed f.1 dim.-ig : *n'out ket ken inos<sup>s</sup>ant* (Ph & *n'on ket ken inos' ha ma kav dit*) ; innocent du village *inos<sup>s</sup>antig, droch ar pardon* ; massacre des Innocents *massakr an Inossanted* (Pastorale - Lédan 19° & var.) & (adv.) *ken inos<sup>s</sup>ant ha tra*, (parf.) *DIBEC'H(ED-IG), DINAMM* (& immaculé > an (n)inam - plante : bouillon noir... - *dianteg /-tech, digablus, divlamm* irréprochable & cf. Wi<FL-Ph pas bien malin *BLEUP / KLEUK...*)

**INNOCENTER** (18°) *INOS<sup>S</sup>ANTAat\**, (relig.) *DIBEC'HEDIñ* (& *divlamiñ* dédouaner, *didamall*)

**INNOCUITÉ** (18° < innocuus lat. < nocere - nuire – GR *dinoas / dinoës*) *DINOAS<sup>e</sup>* m.(-où)

**INNOMBRABLE** (14° ; C. *inumerabl*, GR *diniverapl*) *DINIVER*, (*traou*) *SOF-KONT* (T<JG)

**INNOMINÉ,-E** (16° < lat. Anat.) = *innominet*

**INNOMMABLE** (16° / \*(g)nomen & (g)nosco, connaître » /-men ie \*h<sub>1</sub>nēh<sub>3</sub>m̃ gr ὄνομα ónoma, sanskr. नाम, nāman, slave *ime* & germ. *Namen* all. & *name* angl. / gaul.-celt. *anmanna* > *anuanna*) *ANV EBET DEZ<sup>H</sup>AN* (m. & Prl *isklammus / estlammus*) ; (chose sale) *STRONKENN* (*a dra W<GH*) & *traoù stronk...*

**INNOM(M)É,-E** (14° / vb) *DI(H)ANO* (Prl *dihoiñ*)

**INNOVANT,-E** (fin 20° / novus lat. - ie ; appr' Ph) *PEUSNEVEZ*

**INNOVATEUR,-TRICE** (16°) *NEVEZER,-OUR* m.-(er)ion f.1

**INNOVATION** (13° ; GR *qiz-you nevez* – une) *NEVEZADENN* f.-où (& *nevezadur* renouveau)

**INNOVER** (16° < lat. ie gaul.-celt.) *NEVESAAat\** : *daw 'vez neve'aad dalc'hmad an dez hiziw<sup>e</sup>* (Ph)

**INOBSERVABLE** (18° *ha*) *n'haller arvestal, heul & (traoù) kuzhet diouto*

**INOBSERVANCE** (16° - n.vb. / vb ob\servare) *an TORRIÑ* (*reol / reolennoù*)

**INOBSERVATION** (16° ; GR *terridiguez eus ar reiz*) *TORRIDIGEZH* f.-ioù

**INOBSERVÉ,-E** (19° pp - *gouel-berz - ha*) *ne vez ket miret*

**INOCCUPATION** (18°) *DIZEVER* m.-ioù (& 'dizevar' LH)

**INOCCUPÉ,-E** (18° pp / vb ob & capere - oisif W<LH 'dizevar') *DIZEVER*, (*siège etc. – ema*) *VAK, DIAC'HUB & diokup* (*feurm / okupet - RKB*)

**IN-OCTAVO** (lat. : in-8° - ie = v-br) *in eiz(h)*

**INOCULABLE** (18° < in & oculus / oeil - hag) *a c'haller inokuliñ / LAKat\**

**INOCULATION** (18° < angl. – gall *y frech = ar vrec'h* – n.vb an) *inokuliñ / LAKad<sup>e</sup> ar vrec'h*

**INOCULER** (18° < angl.-lat. – gall *rhoi'r frech*) *reiñ (mod) ar vrec'h = inokuliñ (ar gounnar)*

**INODORE** (17° < odor lat.) 'NES C'HWEZH (Ph / *dic'hwezh* – Diwan & Prl *heb mouè'h ebet*)

**INOËN** (NL Saint-Inoën – 22 gallo) *Sant-Inoen*

**INOFFENSIF,-VE** (18°) *DIZROUG /-ZROUK\** : *dizroug eo*, rendu inoffensif *DISTROUGET* (*g'ub - Are<JMS*), (& impuissant fig.) *DIZANJER-KAER* (& comp. Ph *dizañjerusoc'h*)

**INONDABLE** (19° - v-br & gall *is / Iscoed* - comp. : *izeloc'h*) *IS* : *Kêr Is & ar gêr a is, Prad (a-)is* & NL *is ar poullou* (Cad.Plz < GG & *is an en / is an ent-meur bras Pll / NL Kerisel Go etc. & NL Plz<GG Liors al lac*) *LAG* : *Liorz al Lag*, (terre inondable & marécageuse : *douar*) *GWERN* (Pll<YP – h-br-kmg *guaern / iwg, gln uerna & Arvern-* : devant, à l'ouest de marais D. / *Are-morici & NL Vern, le Ouern T-Go*), (prairie inondable, mais non marécageuse NL *Le Vern*) *FOENNEG* f.-ier (Ki Cad. Plz<GG & L) / *beuzapl\** (Prl « *beuà.p* »)

**INONDATION** (13° < lat. ; GR *dic'hlann, linvad*) *DIC'HLANN* m.-où : *dic'hlag ar bloaz 1974* (Pll) & (submersion *Barzaz Breiz*) *liñvadeg* f.-où & 2 (*Linvasion Ker Is & beuzadenn* noyade, *es<sup>s</sup>orc'h* émerision)

**INONDÉ,-E** (ad. < in & unda / pp) *BEUZET* : *beuzet Ker Is, & de larmes beuzet en he daeroù, (douar) DINDAN AN DOUR, EL LAG*

**INONDER** (12° enunder < lat. / unda ; GR *dic'hlanna, beuzi & sac'het an dour var va phrad*) *DIC'HLANNiañ* (*war ar prad*), (noyer) *BEUZiñ* (*douaroù*) & (submerger - litt. 19°) *liñvañ = ken a oa inoñdet ar prad* (Wi<FL & W<Heneu-GB cours d'eau *dinaouiñ*)

**INOPÉRABLE** (19° - *ha*) *n'oufed operiñ / digeriñ*

**INOPÉRANT,-E** (19° oart.prés. / opera lat.) *IVER* : *iver a-walc'h eo !* (Wi<FL / *euver*), & (*ha*) *ne ra mann / netra* (& *diefed-kaer / vb diober a ra*)

**INOPINÉ,-E,-MENT** (14° < in & opinare lat.) *DISEBLANT-KAER* (Ph) : arrivés inopinément *pa oant deut diseblant-kaer & a-greis holla / a-greiz Gloria Patri* (T<JG), *a-rekon-kaer* (Prl < a-rankontr-kaer & a-dreus hent, a-greis pep kreis, a-benn-kaer)

**INOOPORTUN,-E,-ÉMENT** (14° / lat. < portus & gl v-br ent *crafho* LF 161) *DIGOULZ(ET) / DIVARE* (mare-mor), (appr<sup>t</sup> *degouezhet*) *A-DREUZ* (& *dibred, dibrepos* hors de propos)

**INOOPORTUNITÉ** (15° / NF Le Couls T) *DIGOULZ* m.-où

**INOPOSABLE** (19° < in & ob \ ponere - ha) *n'oufed enebiñ*

**INORGANIQUE** (16° / organ- gr - calq.) *diorganeg /-ek\**

**INORGANISABLE** (19° - ha) *n'haller ket renkañ / aozañ*

**INORGANISATION** (18°) *DIRENKAMANT* m.-où,-chou

**INORGANISÉ,-E** (18° < vb & lat.gr organ- - ha) *n'eo ket bet renket (& direnk dérangé / diaos<sup>e</sup>), (fig.) DISTROLL* : *tud distroll (& distrollad sans-parti / a-heniennoù)*

**INOUBLIABLE** (19° / oubli & vb *an\kou(n)a...*) *diankoua(zh)*

**INOUI,-E** (16° / ouir < auris / ausis lat-Gr & gaul.-celt. / Arausia > Orange ; GR *dreistordinal*) : c'est inoui *BISKOAZH KEMEND-ALL ! (& kement'rall, biskoazh gwell), & (kaer) biskoazh kaeroc'h ! (Ph espar-net & ur bam ! W / L ur marzh !)*

**INOX** (usu. / oxyde : *HOUARN*) *GWISPONET* (m. / pp)

**INOXYDABLE** (19° / vb) *DI(S)VERGL* (Prl *divèlg*)

**IN-PACE** (17° ; GR prison des moines / *e peoc'h*) = *lakaet in pace (& en disheol evit bepred GR)*

**IN PETTO** (17° < it. : poitrine – *lavaret*) *d'e roched & d'e chupenn, d'e dok (etre e dok hag eñv / en e askre & en e bart, & outañ e-unan...)*

**IN-PLANO** (19° Imprim. < lat.) =

**INPUT** (20° < angl – gall *mewnosod, irl ionchur /inxu:r/*) = *an input*

**INQUALIFIABLE** (19°) *DIZOARE* : *komzou dizoare (& dreist-lavar, hudur ! Ph)*

**INQUART** (Techn. / or : *alaouriñ*) *inquart (in kart)*

**IN-QUARTO** (16° Imprim. < lat : en 4) *in quarto (& in-pewar – v-br-gall)*

**INQUIET,-E** (16° / quiet - quies, quietis lat. > angl. & coi) *NEC'HET* : très inquieté *nec'het-du* (Ph & *nec'het-marv* Y.Gow / *nec'het tre, gwall nec'het*), rendu inquiet *laket nec'het* (Ph / *tri mil nec'het*) & *nec'heg /-ek\**, (très inquiet de nature) *DEBRET* : *ur spered debret evelti (T<JG & bec'h warnon, n'emañ ket ma moc'h er gêr, sammet ma spered, trubuilhet & laket diaes-diaes, GR morc'hedus)*

**INQUIÉTANT,-E** (18° part.prés. ; GR *encresus*) *NEC'HUS, & nec'hañsus, DISKONFORT* (KW<PYK & *ankenius, enkrezus*)

**INQUIÉTER** (12° < lat. / quies, quietus) *NEC'Hiñ, (& rendre inquiet / mettre) LAKat\* NEC'HET* : *laket oan bet nec'het g'ar c'heloù-se, (var. W) NEC'HAN'Siñ ; (s'inquiéter) KEMER NEC'H(AMANT g'ud, ub & diaezañ gêner, enkreziñ rendre anxieux, trubuilhañ troubler)*

**INQUIÉTUDE** (14° < bas lat. / quietus ; GR *encqrès, morc'hed*) *NEC'H* m. : *g'an nec'h (& hésitation - syn. / souv<sup>t</sup>) NEC'HAMANT* m.-où,-chou : *me am bo nec'hamant* (Ph-T), *NEC'HAN'S* f.-où (W syn. & *enkrez* anxiété, *poan-spered* Ph / T<JG *bec'h warni, tourmant*)

**INQUISITEUR,-TRICE** (13° < lat.-or ; GR *inquisitor & enclasqer an hereticqed*) *INKIZITOUR* m.-ien f.1 (& *inkisitor* m.-ed), personne inquisitrice *KEUSTEURENN* f.1 (Li<YR / *keusteurenni ub* > le cuisiner fig.)

**INQUISITION** (12° < vb *inquirere* lat. < *quærare* *quérir* ; GR *inquisicion & an offiçz santel* saint-Office) *INKIZISION* f.-où : *spered an Inkizision (& imboure'h propeccion)*

**INQUISITORIAL,-E** (16° - juge - *doare, mod, ton*) *inkizitor* ; (fig.) *AFERUS*, agir de façon inquisitoriale *AFERUZañ*

**INRACONTABLE** (18° / com\put- lat. > *kont*) *DIGONTAPL\**, & (ha) *n'oufed (ket) kontañ*

**INRATABLE** (20° / rater vb < rat - ha) *n'oufed c'hwitañ (warni)*

**INRI** (Jesus Nazareus Rex Iudæorum - J.Conan) = *inri*

**INSAISSABLE** (18° Droit < saisir vb bas lat. ? germ. / Littré gael. *sás* : *trap*) *diseziz, (fig. & fuyant, impalpable) FU* : *traoù fu - erc'h fu (& ken a fu)*

**INSALISSABLE** (19°) *DISTROUILH* : *dilhad distrouilh* (Ph / *distronk*)

**INSALIVATION** (19° < saliva lat.-gr / *seile* gael. & *hal* - appr<sup>t</sup> / *skop-*) *skopitelladur* m.-ioù

**INSALUBRE** (16°) *DIYEC'HED*, & *diyac'hus* (Prl & *diyac'h / dihet*, *kleñvedus* malsain)

**INSALUBRITÉ** (16° < salut- lat.-gr ie sarva sanskr.) *DIYEC'HED* m.-où & *diyac'husted* f. (Prl)

**INSANE** (18° < angl. & in'sanus lat. - gall *pwyll / C.*) *diboellus*, (appr.) *SOD-MAD*<sup>e</sup>

**INSANITÉ** (18° < angl. - irl *mearadh* ; gall *gorffwyll / pwyll*) *diboellamant* m.-où,-choù (C.) ; (bêtises, inepties) *INOS<sup>s</sup>ANTEREZH* m. (& sens pl. PM<Pll), *SODEREZH* m./f. (Prl / *brizherezh & bidoc'haj /-achou*)

**INSATIABILITÉ** (16° < lat. - satis / *a-walc'h*) *DISTAMBO(U)C'H / DIWALC'H* m., (déverbal) *DIRESTAOL* & *diwalc'h(usted - f.)*

**INSATIABLE,-MENT** (13° < lat. / satis-faire < lat. ; GR *divoalc'h & -us*, *marc'h divoëd*, *aneval rancqlès*) *DISTAMBO(U)C'H* : *tud distamboc'h* (Ph), *DIWALC'H /-us*, *DIRESTAOL* (& var. / *diramas<sup>s</sup>*, *dirankontr*, *diratous*, *direfus* > *diruvus* Ph & *direüs* Lu<JR & var., *inglaou*, *kof stamm*, *loufres goinfre*, *marlonk* Ph vorace, *ramgloudus*)

**INSATISFACTION** (17°) *DISKO(U)NTANT* (m.) / (excl. - l'exprimant Go<KC) *TRA-WALC'H !*, (& manières) *PISMIG* m.-où

**INSATISFAISANT,-E** (personne - NF) *MALL-E-GAS* (cf. NF Mallégol, Mallédant, Malléjac...)

**INSATISFAIT,-E** (16°-19° lat. satis & fait - faisant toujours des remarques Li<YR) *SOURRIG / SOURR-SOURR* : (*ub*) *vez atao sourr-sourr* (& vb *chour(r)ika*) ; *DISKO(U)NTANT*, *DISLAOUEN*, (personne) *PISMIG* ad. & m.-ed f.-enn-ed (& *droukkountant*, *fallgountant*, *drouglaouen* mécontent & *milzin*) ; éternel insatisfait (& marmonnant sans cesse / ayant des aphtes) *CHENKER* m.-ien f.1 : *ur chenkerez* (TK<MxM) & *chastrenn* f.1 (Prl > *ur jaStenn*, & *beg m'in argas / mi'nerges / Plz<GG*)

**INSATURÉ,-E** (19° Chim. < satura / gr *satyros*) *diwalc'het*

**INSCRIPTIBLE** (17° - Mat.<JM) *enskrivadus*, & (*hag*) *a c'haller enskrivañ*

**INSCRIPTION** (15° ; GR *scritur & ti(n)tr-ou*) *ENSKRIVADUR* m.-ioù & n.vb. (*an*) *enskrivañ* : droits d'inscription *gwirioù enskrivañ* ; Inscription maritime (*ar*) *ROLL* m.-où : *emaint war ar roll* (& *engravatur*, *skrid*, *skritur*, *titr / titl & teul*)

**INSCRIRE** (13° < vb lat. in / scrib- ie ; GR *scriva e hano var...* - & s'inscrire) *ENSKRIVañ,-iñ* (tous sens), *LAK(ad) ANV (ub)* : (s'inscrire) *lakad e anw<sup>e</sup> en ur skol*, *en ur sindikad*, & s'inscrire (bans de mariage) *lakaad o ano<sup>o</sup>* (T<JG & Ph-L > bretonnisme HL<OF *laket e ano da veaji<sup>o</sup>* > il a mis son nom pour le voyage) ; (Mar.) *ROLLañ (ub)* : *rollet a-raog mont war ar mor* (T<JG)

**INSCRIT,-E** (19° - pp) *ENSKRIVET*, (fig.) *EMA* : c'est inscrit dans l'histoire du pays (locution) *ema an dra-se e-barzh istor ar vro*, & *douget war ar paperoù* (T<JG & *skoet war ar c'haier ruz / Roll*) ; les inscrits maritimes *ar ROLL* (Li<YR) : *ub wa'r roll*

**INSÉCABILITÉ** (19° < in & secare lat. / section) *DIDROC'H* m.(-où)

**INSÉCABLE** (16° < lat. secare) *DIDROC'H* & (W<Drean / pain mal cuit : *ha*) *n'eus ket troc'h*, & *ne oa ket a droc'h dehoñ*

**INSECTE** (16° < in & secare lat. : non coupé calq. < gr *έντομον* en-tom-on – C. *amprefan*, GR *amprevan*) *AMPREVAN* m.-ed, (coléoptère – gall *chwil* & ALBB n° 338 / *fil- Ki*) *C'HWIL* m.-ed, (une bête) *MAOÑ* m.-ed (Li<YR & T *loen fall & preñvan* bestiole)

**INSECTICIDE** (19°) *LOUZOU AMPREVANED* m. *louzeier*

**INSECTIVORE** (17°) *DEBRER AMPREVANED* m.-ion (f.1)

**INSÉCURE** (frangl. : *ha*) *n'eo ket gwall sigur / sur* (& *diasur*)

**INSÉCURITÉ** (18° < in & securus - lat. / *sur & sigur*) *disurentez* f.-où ; sentiment d'insécurité *BRIZH AON (O REN)* m.

**IN-SEIZE** (16° - Imprim.) *in-16* : *en c'hwezeg*

**INSELBERG** (norv. - ie / brig- velt. : île & mont) = *un inselberg*

**INSÉMINATEUR,-TRICE** (20°) = *inseminatour* m.-ion f.1, (surn. Go<NALBB n° 346/62) *KOELE BRAS* m.-où : *ar c'hoele bras*, & *kole botoù-ler* (Wi), *paotr an taro*, *taro kaoutchou* (KL) / *ar vuoc'h-koad ba P'on'vel* (Ph) m.-ed (f.1)

**INSÉMINATION** (19° < angl. / in & vb < semen lat. - ie – gall *rhoi semen*) *PAR* m. : *reiñ par* (*d'ar vuoc'h*) ; insémination artificielle (méton.) *TAR' KOAD / BUOC'H KOAD* (Ph – Centre d'Ins. Plounévél & NL Koad Beuc'hoad Berrien) : *ar vuoc'h koad ba Plon'vel & eno 'ma 'n tarw<sup>e</sup> koad* (Dp) & pour insémination (Go<KS) *ar priz evid beañ goloet*

**INSÉMINER** (20° < lat. - irl > *inseamhnaigh* /'in's'auni:/) *REIÑ PAR d'ar bioù*, se faire inséminer  
*KEMER PAR*, (jument) *KENEBiñ*, (vache) *KEVLEUEiñ* (gall *cyfloi* : *to impregnate*) ; inséminée  
(Garnier) *bet an taro° kaoutchou* / *KENEB* /-EP\*, *KENOAN* /-OEN, *KEVLE(UE)*...

**INSENSÉ,-E** (15° < sensus lat. / *Sinn* all. ; gaul.-celt. *baitos* & *mero-* / *mear-* irl ; C. *difquient*, GR  
*disqyant*) *DISKIANT* /-ET : une guerre insensée *ur brezel diskiant* (absurde *dibenn* & NL *Dibenn* /  
*dibennaj,-achou* & *diboell-où*, *difur* & *espoell*)

**INSENSIBILISATION** (19° n.vb. / vb - an) *digizidikaad*

**INSENSIBILISER** (18° < in & *sensibilis* lat.) *digizidikaat\** & (opération) sans être insensibilisé  
(T<JG : *tennet* – *loupenn-gig*) *EN-KRIZ*

**INSENSIBILITÉ** (14° < lat. ; v-br *cis* coup, GR *disantidig<sup>u</sup>ez a galoun*) *digizidigezh* f.-où

**INSENSIBLE** (13° < lat. / *sensus* & *sentire* - ie *sente* ; GR *disant(us)*, *caled a galoun*, *disourcy*)  
*DIGIZIDIK\** (*ouzh ud, ub*), (corps devant insensible) *MARV\** : *maro° eo he gar outi* (T<JG) &  
(insensibilisée – épaulement *skoaz* / *skoe arru da g*) *kousket* (W<FL / *dormir* & *dizamant* implacable,  
*kaled ouzh ar boan* *endurant*, *lent timorè*)

**INSENSIBLEMENT** (14° adv. ; GR *nebeud-e-nebeud*) *A VAN DA VAN* (*evel merenn da goan* –  
adage T<JG & *a nebeud e nebeud* / *a-nebeudoù*, *tamm(ig) ha tamm(ig) vez graet e vragoù da*  
*Yann(ig)* / *tammoù ha tammoù da Yannou* < *tamm-ha-tamm e vragoù da Yann* !)

**INSÉPARABLE,-MENT** (14° < lat. *se\parare* & *sevrer* ; GR *ne alleur qet distaga* – *ha*) *n'haller*  
*ket dispartiañ* / *dizon'*, (fig.) *tomm an eil ouzh egile*, *PEG HA PEG* / *STAG HA STAG* /*staka'sta:gk*/  
& (fam. W<Drean *tud ha*) *n'hellont ket kac'hat unan hep an all anezhe* ; (pl.) *GWALL VIGNONED*

**INSÉRABLE** (19° / vb - lat. - *hag*) *a c'haller lakat* 'tousesk *ud* (all)

**INSÉRER** (14° < *inserere* lat. - in / *ser* ; GR *lacqât e-barz*) *LAK* ' *TOUESK* : *laket oa bet e-tousesk*  
*ar pajennoù*, & s'insérer *en em lakat\** 'tousesk *an dud diwar ar maez* (& *mont e-barzh o zouesk*) ;  
prière d'insérer *embannet*, *mar plij*

**INSERMÉ,-E** (18° < *sacra\mentum* lat. / *beleg touer* & *intru*) *DIDOU* : *ur beleg didou* (NF)

**INSERT** (20° < angl. < vb *inserere* lat. - in / *serere* - ie / irl *ionsáigh* /*insi*:/, gall *i mewn* : *e-barzh*) =

**INSERTION** (16° < bas lat. – L<MM) *TOUES-TOUES(K)* m. & (al) *lak' touesk* (*ud*) / *TOUESIañ*

**INSIDIEUX,-SE,-MENT** (15°-17° < in & *sedere* lat. – gall *cam-*) (*DI*)*LAMPREG* /-EK\* : *un teod*  
*lampreg*, (péjor.) *JUDAS* : *ur plac'h judas* / (*ur*) *yudas(enn)* (T *koges<sup>e</sup>* > *ur gogez eo hennezh* ! &  
*katell* / *trubard* Ph félon) & (adv.) *a-gammigelloù* / *KAMM-DIGAMM*

**INSIGHT** (angl. Psy < in & *sight* / (to) *see* – gall *dealltwriaeth*, irl *léargas*) =

**INSIGNE** (1 - ad. 14° < *insignis* lat.) *DREIST* : *un enor dreist*

**INSIGNE** (2 - 15° < lat.) *ardamez* m.-ioù, (T<JG) *SEBLANT* n.-où : *seblantoù tud ar c'honseill* (&  
*ardremmes*, *arouez(enn)*, *arouezentez* / *arouezenti* & *merk*, *sin*, *sinad*)

**INSIGNIFIANCE** (18° < lat.) *disterder* m.-ioù (& *disterded* f.), (an) *DISTER* (*ma eo-hi*)

**INSIGNIFIANT,-E** (18° part.prés. ; gaul.-celt. *sualli* & irl *ogam Suvallos* / *di-* & *ster* sens)  
*DISTER* : *ur paour kaezh den* / *lakez dister*, *ul levrig dister*, chose insignifiante (*un*) *dister dra* = *un*  
*dra dister*, *disterachou* & *divaloajou* (T<JG & Li<YR *nean'* : *un den neant* - *disput* Pl<GC < T) ;  
quantité insignifiante (*un*) *NETRAIG* n.-où (& *soubenn an tri draig* ; *kel-lo* : *evit kello pezh a ra* /  
*peizant law* ! K<KK)

**INSINCÈRE** (18° / gaul.-celt. *uiros* - ie) *DIWIRION*

**INSINCÉRITÉ** (18° < *sine* & *cera* lat. / NP) *DIWIRION* m.

**INSINUANT,-E** (17° part.prés. ; GR *luban*) *KLUFAN* ad. m.-ed f.-enn-ed : *hounnezh zo ur*  
*glufanenn 'vat* (& *ur gluvenn T/W kluhun-*), (& obséquieux,-se,-ment) *LUBAN*, (méton.) *SILER*  
*KOAVEN* m.-ion f.1 (cf. *Katell* & *kateller*)

**INSINUATION** (14° < lat.) *KLUFANEREZH* m.-ioù (& sens pl. / *lubanerezh*), *KLUFANAJ* m.-où  
/-achou, (méton.) *PRIZENN* f.-où : te faire des insinuations *darc'ha prizennoù ganit*, & (appr<sup>d</sup>)  
*damveneg* m.-où / *kozh kaoziou distroellet* (T<JG)

**INSINUER** (14° < in & *sinus* lat. / *sein* ; GR *lubani* - & s'insinuer) *KLUFANIñ* : *dont a rae du-*  
*mañ da glufaniñ* / *LUBANIñ* (*g' ub*), (liquide & fig.) *SILAñ,-iñ* : *en em silet etre ar vein*, *en em siliñ*  
*er sperejou*, *TONañ* : *tonet e vez gante treo' 'beo sort* (Go<FP), (fig.) *PRIZENNIñ* ; (Dr) *insinuiñ*  
(& *kogeziiñ* *pateliner*, *mouslavaret*, *reiñ da intent*, *da gompren*, & *da grediñ*, *teñsal* / *tensen tancer*)

**INSIPIDE** (16° < lat. / *sapidus* ; m-br & GR *divlas*) *DIVLAS* : *divlas evel an dour Ph, levrioù divlas, (Wu<Drean pas du tout salé) DOUS-BAM / DOUS-KOAZH* (trop réduit à la cuisson etc. > sans goût) ; (plat) *FLAK* : *ur meuz flak* (T<JG-Ph & *disaour* sans saveur, *euver* veule, *goular* fade, *heuz(ig)* fadasse & *peñver / (s)pezhell & pezellet, pizellet* - NALBB n° 182-3 (trop) mûr)

**INSIPIDITÉ** (16° < lat. ; m-br *divlaster* & GR *divlasder*) *DIVLAZ\**° m. : *divlas(ter-ioù) ar vuhez*

**INSISTANCE** (16°-19°) *DALC'HANÑS* f.-où, & *dalc'husted* f., (dér. (MM<AB) « *arbouesañs* » f. ; avec insistance *en ur reiñ tro d'e gomz* ; affirmer avec insistance *LAVARet KREÑV* (T<JG-Ph)

**INSISTANT,-E** (16°) *DALC'HUS*, (fam<sup>t</sup>) *RAMPON*

**INSISTER** (14° < *in*\sistere lat. / *stare* ; GR *qenderc'hell stardt*) *DALC'Hen* (& *delc'her / derc'hel* base *DALC'H*) : elle ne cessait d'insister *hi 'zalc'he bepred* (Prl-Ph & T<JG), *delc'hen da c'houll, dalc'het warnon da vont / da baeañ* & insistant, il avait raison (Prl *pujur 'tahle noe-heoñ rezon*) *peogwir 'talc'he noe-eñv reson*<sup>e</sup> ; (appuyer Th. L<F3) *GWASKañ* : *gwaska war an dra-he, HEGal* (*warne d'ober ud* - E-Ph / L *pourchui warno*), (peser) *POUEZañ,-iñ,-o* : insister sur un mot *pouezañ war ur ger*, & « *arbouesañ* » (*war ub* - MM<AB), *C'HOARI* (*war ub*), *RAMPONiñ* : *dihan da ramponi'!* (Are & Prl), *TAERiñ* (*war ub*) = *I(Ñ)SISTañ,-iñ* : *arabad isistañ kement-se!* (& inutile d'insister T<JG *n'eo ket kad / mad° da boursuiv*), *AFETiñ* (*ub* - Wu & Prl *lakad mad bar joñj / bec'hiañ, erbediñ, gwaskañ, hegal, heurtal*)

**IN SITU** (lat. : sur place à *al lec'h*) =

**INSOCIABILITÉ** (18° < socio lat/ uni, partagé) *yenijenn ouzh an dud* f.(-où)

**INSOCIABLE** (16° / socio- lat. ; GR *dihentapl, ne aller caout hentadurez gantañ* - unan) *YEN* (*ouzh an dud*) / *KAZUS* (*ouzh an dud*)

**INSOIGNABLE** (20° - *ha*) *n'haller ket soagn / pareo*

**INSOLATION** (16° < lat. / soleil & sol lat.) *HEOLIADENN* f.-où (& *taol-heol* coup de soleil), *KRAZADENN* f.-où (& T *gratadenn*)

**INSOLENCE** (17° < lat. / ad. ; GR *disolançz*) *DICHEKADENN* f.-où (& *disolañs, insolañs*) ; parler avec insolence *komz gouez, vil* (& *komz her* - Groix Wi / *haer* gall.) / *DIVEGal* (*outo*)

**INSOLENT,-E,-EMMENT** (15° < solere lat. - *soler* esp. / souloir ; gaul.-celt. re-burrus D. / *bour* ; GR *disolit, divergond* & Kerenveyer 18° *re insolant e t{e}ui*) *DICHEK* : *ur bugel dichek hennezh!*, (parf.) *DISOLANT / DISOLIT* : *un den disolant* (Arv.W < Heneu-GB *dirivil* < *rever*- peu révérentieux) & *tra dive'h!* (Prl / *mez*h) ; parler insolemment (*kaozeal*) *VIL* (*evel chas* - T<JG & *divergont, rust ha garo°*, *mont rust outo*)

**INSOLER** (17° < sol lat. - *ie* / Sulis NP celt. Bath & *sul-iet*) *HEOLial / HEOLATA* (Prl)

**INSOLITE** (15° < lat. / solere ; v-br *antemeuetic* non goûté, éprouvé, expérimenté - LF 68, 392, m-br *digufnez*) *digunvezh* (& *divoas / digustum, dihañval*)

**INSOLUBILISER** (19° < in & solubilis lat. - n.vb.) *DIDEUZIñ*

**INSOLUBILITÉ** (18° ; v-br *a(n)comloe* gl insolubili - LF / Ph *diloa-* - n.vb. : *an*) *dideuziñ*

**INSOLUBLE** (13° < lat. / vb solvere) *DIDEUZ*, (question : *goulenn*) *DIRESPONT*

**INSOLVABILITÉ** (16°) *dic'halloud da baeañ* m.-où

**INSOLVABLE** (15° / in & vb solvere lat. ; GR *dic'hallout da baëa*) = (& *didalvoudeg / diargant, Ph erru kras*)

**INSOMNIAQUE** (19° / somme lat. - *ie* / *hun...* & insomniaux,-se - unan) *DIGOUSK(ED)*

**INSOMNIE** (16° < somnus lat. - *ie* gr ὕπνος, *svapna* sanskr., norrois *svefn* & *sounos* gaul.-celt., gael *suain* / *hun* br-corn-gall & *cwsg* ; GR (*droucq*) *an digousq*) *DIGOUSK* m. & *anhun* m.-ioù ; nuit d'insomnie *nozvezh digousk*

**INSONDABLE** (16° / so\ond-) *DISTRAD*, & *hep sont*, (fig. - *ha*) *n'oufed sontañ / kompren enno*

**INSONORE** (19° / n. & vb son - *ie*) *DISON*

**INSONORISATION** (n.vb. : *an*) *DIDROUZIÑ / DISON(IÑ)*

**INSONORISER** (20°) *DIDROUZañ,-iñ* (*e di*)

**INSONORITÉ** (19°) *DISON* m.-ioù

**INSOUCIANCE** (18°) *DISOURSIJ* m.-où /-achoù (var. -*IAÑS* f. & *noualantiz* f., Prl *diverfeti*)

**INSOUCIANT,-E** (18° part.prés. < sollicitare lat.) *DISOURSI* : *un den disoursi-net / DINEC'H-KAER* (Ph & T<JG désœuvré *dibreder*, & *dichal, didrubuilh, diverfeti* Prl & *noualant*)

**INSOUCIEUX,-SE** (18° / souci-) *DISOURSIUS*

**INSOUMIS,-E** (16° < sub / mis ; GR *disuch & didailh, diforch, dig<sup>u</sup>empenn* = Prl-Ph) *DISUJ* : soldats insoumis *soudarded disuj*

**INSOUMISSION** (19° / GR) *DISUJIDIGEZH* f.-ioù

**INSOUPÇONNABLE** (19° - *ha*) *n'oufed diskrediñ*

**INSOUPÇONNÉ,-E** (in / suspectio lat. - *ha*) *n'eus tamm diskred warni*

**INSOUTENABLE** (15° < sub\ tenere lat. ; GR *disouten*) *dic'houzañvus, & (ha) n'haller ket souten*

**INSPECTER** (18° - in-spectare lat.) *ENSELLEt*, (fig.) *SELLEt PIZH* (*ouzh ud*)

**INSPECTEUR,-TRICE** (17° ; GR *evezvand*) *ENSELLER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1

**INSPECTION** (13° < lat. & spectus < specio voir gr *σκέπτομαι* ; GR *evez, guelidig<sup>u</sup>ez*) *ENSELLEREZH* m.-ioù : *an Ensellerezh Akademi(ezh), & (une inspection) enselladenn* f.-où

**INSPECTORAT** (19° / I.A. - d'Académie etc.) *karg enseller* f.-où

**INSPIRANT,-E** (18°) *awenus*

**INSPIRATEUR,-TRICE** (14° < bas lat. – poésie) *awener / enaouer* m.-ien f.1

**INSPIRATION** (12° < inspiratio lat. / spirare ; gaul.-celt. *anauo* < ie an- : *anal* ; GR *ispiracion-ou / tenn alan* – respiration) *ANAL* m.-où : l'inspiration de son mari *anal he gwaz (war an dra-se)*, (n.vb. : *an*) *ANALINÑ*, & *enaouidigezh* f.-ioù & *anao / awen* f. (souffle poétique) : *awen ar barzh*

**INSPIRATOIRE** (19° Med. / spirare vb lat. - souffler – *galloud*) -*ANALINÑ*

**INSPIRÉ,-E** (pp ; gaul.-celt. *Aneunos & Anaua* f. D. & NP / v-br NP *Anaoc, Anaugen*) *awenet* (*g'ub* & cf. *Awen* - prénom) ; "La colline inspirée" (Barrès / Bécherel 35) *An duchenn hud*

**INSPIRER** (12° < lat. / spirare ; v-gall *ana-* PYL & ie / *anemo* gr – l'air) *ANALiñ* : *analiñ moged* (Ph *dianaliñ* expirer, *sachañ e anal* aspirer, *tennañ e anal* respirer & *lonkañ ma alan* T<JG) : (Méd.) inspirez, expirez, ne respirez plus, descendez *analit, dianalit, na dennit mui hoc'h anal, diskennit !* ; (poète) *awenañ,-iñ (ub)*, (personne / *ene*) *ENAOU,-iñ* (& allumer Big. – NALBB n° 554 2p+1), (sentiment) *MAGañ,-iñ,-o* (*doujañs, drougrañs / droulañs* - var. Are<JMS) / (GR *ispira*) *o deuz-hé ispireset d'eoc'h* (Laouenan c 1830, 158) ; s'inspirer (de...) *kemer skwer* (& *skiant, e awen*) *digant / diwar (ub)* ; bien (mal) inspiré *awenet kaer / fall*, (fig.) *DEUET MAT\* / DEUT FALL* (DAET - W)

**INSSE** (arg.-verlan : ses insses / *bommoù-bruch & lo(u)moù / bronn-iaou* Ku) > SEIN

**INSTABILITÉ** (13° < lat. / stable ; GR *distabylded*) *distabilded* f., (*an*) *DISTRANTELL* (*ma oant*) m.-où, (pers.) *FISTOULEREZH* m.-ioù, (météo) *TRELLACH* (*amzer* – Are<GL) m.-où

**INSTABLE** (13° < lat. - stare ie & (*to*) *stand* angl. / *estar* esp. ; GR *distabyl*) *DISTABIL*, (objet) *DISTRANTELL* (Ph / *trantell* chancelant) : *ur gwele distrantell*, (chargement & chaise) *BRALLUS* : *brallus ar garg* (Ku & Prl > *brèllus / gadal* T<JG), (temps) *DIANTELL* : *diantell eo an amzer* (T<JG *ramp, tener an amzer*), *HEJAPL\** (T > *hijib'*) ; (personne - Ph) *DIRIBOUL* : *diriboul war e skaon, FISTOULER* m.-ien f.1, (pers. / famille, métier L<MM) *DILOC'HER* m.-ien f.1, (fam.) *LOSTROB* (*LOST-STROB*) m. (& hum. : *holen kras en e revr & revr bervet / penn bervet & NF Le Bervet* T) ; (en équilibre) instable *SILWINK* : *silwink eo ar vag & en situation instable evel ma biz em genoù* (T<JG & *brall-divrall* branlant, *gadal* bancal, *lespos > lesPOCH* T & *posles* (dé)hanché)

**INSTALL** (français < Inform. > *an*) *instal'* / *STAILH* (déverbal m. / vb *STALiañ*)

**INSTALLATEUR,-TRICE** (19°) (*EN*)*STALER* m.-ien f.1 : *an enstaler tele* (cf. W *alejour*)

**INSTALLATION** (14° ; GR *lacqediguez* – une installation - déverbal vb) *STAILH / STAL* f.-ioù : *ba ho stal* (*kraou* – Wi<FL), *STALEREZH* m.-ioù (& sens pl.), n.vb. (*EN*)*STALINÑ*, (objets) *STENNAJ* m.-où,-choù (Ph *stalabard* bataclan, *stramm* embarras, *annezadeg* emménag<sup>l</sup>)

**INSTALLÉ,-E** (pp - L 1900) = *instalet* (*h*)*eman* & on n'est pas mal (installés) ici *n'omp ket divalav amañ / AMAÑ 'MAOMP BRAW<sup>e</sup>* (KT<MxM), personne installée (& routinière L<MM) *DIAZEZAD* m.-idi (f.1)

**INSTALLER** (14° < lat med. / stalle & germ. – gaul.-celt. *diastu-* ; gall *sefydlu*) *STALiañ,-iñ / ENSTALiñ* (*ud / ub*) : *staliet hon eus an traoù, tu as été les installer ? oc'h enstaliñ anehe 'oas bet ?* (Ph) & *en em staliañ / enstaliñ* (& T<JG *lakaet an elektrisite en ti, lakaet da vestrez, greiet teir gambr*) ; (officiel<sup>l</sup>) *lak' en e garg* (& *kadoriañ ub*), (dans un fauteuil) *mont en e goazez (e gevasez)* : installe-toi *kae 'n ez koaze !* (T-Go / Ph *taol da boues ha lar da bris<sup>e</sup> !*) ; le beau temps s'installe (adage Wu<Drean) *ema an amzer gaer é tigor* > *DIGOR,-iñ* & s'installer sur une longue période

(météo) *a-frapajou hir* (e vez an amzer T<JG / *annezañ* s'établir, emménager) ; s'installer dans un pays *BROiañ* : *broiet eno* (T<JG & Ph / *broella - Eusa*)

**INSTAMMENT** > (ad.) INSTANT,-E

**INSTANCE** (13° < instantia lat. / stare ; GR *acqed bras*) *AKET* m.(-où) : *goulenn gant aket bras*, (pl. > simagrées) *I(Ñ)STANSOÛ* : *a bep sort iñstañsoù, a-gaoz d'o istañsoù* (trad. & *i(ñ)stañsour / aspedenn, azgoulenn & procédures prosezerezh*), (institution) *ensav* m.-ioù, tribunal d'instance (grande / première) > *lez-varn ensav meur / kentañ* (*Opab, TES / ECM*) ; en instance de (départ - *emaint*) *EDAN* (*monet - W / dan, en-dan, (d)indan*), (Ph) *E PAR* (*da vont*)

**INSTANT,-E,-AMMENT** (1 - 16° prov.-oc < lat.) *GROÑS* : *ur goulenn groñs, pedet groñs oamp* (& Prl *bepred ha dalc'hmat / aketus, aspedus*)

**INSTANT** (2 - 14° - in- & stare lat. - ie ; GR *istant & qentre, qerqent ma / gaul.-celt. prit-, v-br pre(t) & prid* NF Pri'gent, gall *pryd & irl cruth*) *PREDIG* (*AMZER*) m.-où (dim. de *pred* moment, repas), (contenu) *PREDADIG* m.-où : un instant de repos *ur predadig diskuizh, gortoz un tamm pred(ig) !* (T<JG), (syn.-IG / moment) *FRAPADIG, HERRADIG, (H)EURTADIG, POULSADIG, REUJADIG, SACHADIG, TACHADIG* (*AMZER*), (*S*)*KRAPAD(IG)* m.-où : *e-pad ur skrapad* ; à chaque instant (fig.) *beb<sup>e</sup> eur ha beb momed* (trad.) ; à l'instant *A-BENN-KAER, BREMAIG-TOUCHANT* (& var. / *bremañ vatant & bremañ end-eeun*), & (*'welan ket*) *war al lajad !* (Go<KC) ; dans l'instant *AR AN TACH, WAR AN TACHAD* (*tach / tasgos galat.*) ; par instants *A-DACHADOÛ / A-FRAPAJOÛ* ; dès l'instant (que) *ADAL* (*ADALEK - ma*) / *A-BENN* (*ma*) ; pour l'instant *EVIT C'HOAZH* : *n'omp ket evit c'hoazh* ; en cet instant *bremañ dres* ; en un bref instant (*en*) *ur par berr* ; venant à l'instant de (*bezañ*) *A-BAOUEZ* (*ober / o paoues, o tihan / 'tihanañ ober*) : *ya, a-baouez !* (T<JG)

**INSTANTANÉ,-E,-MENT** (17°) *A-BENN-KAER* : *marv(et) a-benn-kaer*, (Mat.<JM) *i[ñ]stantel* ; (n.) *primskeudenn & skeudenn a-benn-kaer* f.-où / *skeud* (cf. Ph *raktal < rak-tal & racdrem m-br / diouzhtu-kaer, & trumm* soudain,-ement / *a-daol-trumm*)

**INSTANTANÉITÉ** (18° < instant - en ur) *par a-benn-kaer* & (Mat.<JM) *i(ñ)stantelezh* f.-ioù

**INSTAR** (16° < lat. : ad instar) *A-ZIWAR SKWER* (*ub & a-ziwar-lerc'h, hervez*)

**INSTAURATEUR,-TRICE** (16°) *DIAZEZOUR* m.-ion f.1

**INSTAURATION** (15°) *DIAZEZADUR* m.-ioù & n.vb. (& *savidigezh* édification)

**INSTAURER** (14° < instaurare lat. - ie gr *σταυρὸς*, palissade, goth. *stuirjan*, fixer & *steuer* all. < stare lat., angl. (to) stand, sthāvara fixe, ferme < sthā sanskr.) *DIAZEZañ,-iñ* : *diazezañ ar peoc'h* (& *sevel* - divers sens fig.)

**INSTIGATEUR,-TRICE** (14° ; titio- lat. / GR *attiser-yen*) *ATIZER,-OUR / ENTIZER* m.-ien f.1

**INSTIGATION** (13° < lat. ; GR *attiz* (*e cuz*) & *ub*) *ATIZ* m.-où & n.vb. (*an*) *ENTIZAN*

**INSTIGUER** (14° < in / stigare lat. & gr *στίγειν / stigmatē* ; C. *Inftigaff*, GR *attiza droucq e cuz*) *ATIZañ / ENTIZañ,-iñ* (*ub da*) : *ar re all a entize anezañ* (**Bilzig** F.Lay 1923 – cf. W *embouljiñ & alichañ / alej, broudañ* stimuler Ph *hegal, heurtañ, poulsañ*)

**INSTILLATION** (14° - n.vb. : ar) *STRILHIÑ* (*ud*)

**INSTILLER** (14° < stilla lat. / goutte = *strilh*) *STRILHañ,-iñ* (fig. & distiller, secouer K)

**INSTINCT** (15° < in & stinguere lat. -ie gr *στίγειν* & (to) stick angl. > *stik-où ognon - Joniged* ; GR *istincq - v-br anian*) *ANIEN / INGEN* (W) f.-où : *an dra-se eo e anien, dre ingen* (var. - W) ; (un instinct) *IVOUL / YOUL* f.-où : *an ivoul da la'ho*, (mauvais instinct) *DROUGIVOUL / DROUKYOUL\** f.-où : *drougivoù al lezvamm* (& *he ivouloù fall - B.*), & d'instinct *dre anien* (& *a-ouenn inné*) ; (bête) dominée par ses instincts *trec'het he c'horf warni* (T<JG)

**INSTINCTIF,-VE,-MENT** (19° - v-br) *anienel, & diwar anien*, (fig.) *NES* : ne leur est-ce pas instinctif ? *daoust ha n'eo ket nes dezho ober ?*

**INSTINCTUEL,-LE** (20° Psy. - v-br) *anianol*

**INSTI(T - abrég.)** *skoliataer,-our / SKOLAER* m.-(er)ion /-ien f.1

**INSTITUER** (13° < lat. - in & statuare < status ; C. *inftituaff*, GR *sevel*) *ensevel* (base *ensav- / SAV- & savell- /-enniñ*) = *instituañ,-iñ* (& *krouiñ*)

**INSTITUT** (15° < lat.) = *institut* m.-où,-jou : *ezel eus an Institut* (FV / Taldir hum. *Astutud / astu(z)-tud*), *SKOL-UHEL* f.-ioù : *Skol-Uhel ar Vro* (ICB)



**INSTITUTEUR,-TRICE** (15° < lat. ; GR *fondator / fondatour* - Y.Gow & Pll<PM /-eur-ien gros paysan-s ayant du foncier) *SKOLAER* m.-ien f.1 (écolier Ku / *MESTR-SKOL* & C. *Mæftr a scol : mestr a skol* m.-où, *mistri* f.1 /mès'a'sku:l/ Spt & maître d'école / Pll) : *te eo skolaer ar Gilli ?*

**INSTITUTION** (12° < lat.) *ensavadur* m.-ioù, (n.vb. : an) *ensevel* : an *ensevel urzhioù* nevez ; (Institutions - appr.) *LEZENNOÙ* (ar Republik) pl. ; (relig.) *kelenndi* m.-où : *kelenndi an Itron Varia* (Gwengamp – 1901<LC)

**INSTITUTIONNALISATION** (20° - n.vb. / SAV...) =

**INSTITUTIONNALISER** (20° - appr<sup>t</sup>) *LEZENNat\**

**INSTITUTIONNALISME** / *LEZENNEREZH* m.-ioù

**INSTITUTIONNEL,-LE** (appr<sup>t</sup> / SAV...) *ensav(et)*

**INSTRUCTEUR,-TRICE** (14° < lat.) *kelennour* m.-ion f.1 (& *kelenner* professeur) ; juge instructeur *barner-enklasker*

**INSTRUCTIF,-VE** (14° ; GR *qelennus*) *kelennus* (& GR *kentelius, skolius & skwerius*)

**INSTRUCTION** (14° < lat. & "struction" - popul<sup>l</sup> & chant gallo ; GR *desqadurez, qelennadurez* – de q<sup>m</sup>) *KELENNADUR* m.-ioù : *selaouit e gelennadur / KELENNADUREZH* f.-ioù (enseignement) : *kelennadurezh un tad (d'e vab yaouank / labour-douar - Pll<PM)*, (de l'éducation) *DESKADUREZH* f.-ioù : *gwell eo reiñ deskadurezh* (Pll<PM & adage - usu<sup>t</sup> 19°-20° / *deskamant* bagage au fig.), (instruction judiciaire & Kerenveyer 18° *instruction scol ar soudardet*) *IÑSTRUKSION* f.-où (trad. & "struksion" / *iñstru* – sens div.)

**INSTRUIRE** (14° < lat. - in & *struere* / construire ; m-br *instruaff*, GR *qelenn* – q<sup>m</sup>) *KELENN* : *daw 'vez kelenn ar vugale* (Ph), (& s'instruire) *DESKiñ,-o* : *ne vez ket achu deskiñ gwech ebed !* (T on n'en finit jamais de s'instruire & *skoliañ / skoliata* scolariser - itér.) ; (Droit) *IÑSTRUiañ,-iñ* : *iñstruiañ un afer*

**INSTRUIT,-E** (pp) *DESKET* : *tud desket-kaer / desket-bras, disket-sot\** (& *skoliet, kelennet* / initié *reizh(et) war an dra-se & un den abil* T & Prl *abi*)

**INSTRUMENT** (14° < instrumentum lat. / *instruere* & *structure* ; gall *offeryn*, irl *gléas* – C. *benhuecq* = *iftrument*, GR *benvecq* outil) *BENVEG* m.-er,-où, *benviji* (Ph & *binvioù / binioù* pl. - cornemuse), *REIZH* f.-où : *ur reizh c'hovelat* (& VBF<PT "risvella"), *reizhoù a bep seurt* (Ph & *rikoù soner* attirail - enseigne), (trad. & fig.) *IÑSTRUMENT* m.-où,-choù : *iñstrumant unan all* (& drôle de zig - fig. / *klaou ferrement, oustilh matériel agricole*)

**INSTRUMENTAL,-AUX,-E** (16°) *IÑSTRUMENT / BENVEG* : *muzik iñstrumant(où), benveg(er)* & (gall *cerdd dant* : *kerzh tant* = *kordenn*) ; (Gramm. / celt.antique & basq.-ekin / ablatif latin) = *an instrumental* (m.-ioù) & (*tro*) *gant* (f.)

**INSTRUMENTALISATION** (n.vb) =

**INSTRUMENTALISER** (20°) = *instrumantalizañ / benveg...*

**INSTRUMENTALISME** (20°) = *instrumantalism* m.-où

**INSTRUMENTALISTE** = *instrumantalist* m.-ed f.1

**INSTRUMENTATION** (19° - n.vb. : ar) *benviañ*

**INSTRUMENTER** (15° Droit ; GR *eçzerci* / 19° Mus.) *iñstrumantiñ, & benviañ / benwegein* (W & Mus.<PH *klaouiañ / klaviñ*)

**INSTRUMENTISTE** (19°) *paotr e iñstrumant / o iñstrumañchoù, e venveg(où)* m.-ed f.1 (Prl *paotr e ven(w)egaou*) / *SONER,-our* (*binvioù / binioù* & trad' *biniaouer, talabarder & tabouliner*) m.-ien /-(er)ion f.1

**INSU** (16° / su pp - ALBB n° 260 impersonnel - *gouezet / gouvezet* & var. ; GR *hep gouzout da zen, hep rat da necun & e cuz ouzin*) : à l'insu *hep gouzout da ub* (& T *heb-'oùt din / 'nes goût* (*dare*) *din* Ph) & *en dic'houzout da ub*, un peu à l'insu du recteur (Prl) *un tammig a-guzh d'ar person*, à l'insu de mon plein gré (hum.) *en 'espet din goût*

**INSUBMERSIBLE** (18° < sub- & *mergere* vb lat.) *DIVEUZ, & (ha) n'oufed gouelediñ*

**INSUBORDINATION** (18°) *DISUJIDIGEZH* f.-ioù (& *disentidigezh* désobéissance)

**INSUBORDONNÉ,-E** (18° < sub lat. & *ordo*) *DISUJ* : *penn disuj* (& *disent* /-us & *amsent*)

**INSUCCÈS** (18° < succès pp vb *suc\cedere* lat. / *bers*) *DROUGVERZH & gwall verzh* m.-ioù (succès *berzh* & fam. Ph/T (*di*)*louzadenn*)

**INSUFFISANCE** (14° < bas lat.) *BIHANENTEZ* f.-où & *skorted* f. (pénurie d'eau *berregezhdour*) ; il y a insuffisance (de – Ph) *n'eus ket pe a (dra(ig) & pe a lec'h...)*

**INSUFFISANT,-E,-AMMENT** (14° part.prés. < sub & facere) *BIHAN-KAER* (a *dud*, & a *draoù – T-Go*) : *bihan* 'oa an *dour bar ster* (Ph), *bihan ar bleud*, quantité versée dans un verre (cidre, vin) *hemañ zo bihan* 'vit e *oad* ! (TK<MxM), *pas tra-walc'h* (Prl), & *skort(ig)* : *skortig eo an traou, desket skort*, insuffisamment armés *ne oant ket hanter armet* (& *ne veze roet hanter voued dezho* Pll<PM & *berr court, diemsav* désavantageux, *difonn* inconsistant, *prin* déficient, *teusk* étriqué)

**INSUFFLATEUR** (19°) *C'HWEZHER* m.-ion f.1

**INSUFFLATION** (18° - n.vb. : ar) *C'HWEZHañ* ('barzh)

**INSUFFLER** (14° < sufflare) *C'HWEZHañ,-iñ* (e-barzh)

**INSULA** (lat. > corse : *Isula Rossa* L'Île Rouse - ie / celt. & NL irl. > *Inish-*) *INIS* (f.-i)

**INSULAIRE** (16° < insula lat. ; GR *enesad, enesour*) *ENEZAD* m.-idi & *eneziz*\*° (& NALBB n° 005 : *an enezourien* les îliens – de Sein / *Eussañis*\* & *Mouliz enez*\*, *Bazhijen, Briadis, Groaeis...*)

**INSULARITÉ** (19° / pl.) *ENEZEIER* : ar *vuhez en enezeier* (*Trielen ha Molenes* - rim. < D.A.)

**INSULINE** (20° < angl. – gall *inswlin*) = *insulin* m.

**INSULTANT,-E** (17° part.prés.) *KUNUJENNUS*

**INSULTE** (16° < lat. ; GR *insult-ou*) *KUNUJENN* f.-où : *gwall gunujennoù, LAETADENN* f.-où (*Wi<PYK & droukkomz, huern, pouilh*), *LUC'HACH* /-AJ m.-où (Ki & gros mots...)

**INSULTER** (14° < lat. - in- & saltare : sauter / assault & Rabelais 16° *arsailhat* ; GR *insulti*) *KUNUJañ,-iñ* /-ENNiñ (injurier & *kunudal* gémir), *IÑSULTiñ* : *i'sultiñ a rae* 'hanomp (Ph & Tu 'non *iñsultiñ*), (& invectiver) *LAETAat*\* (Prl > *lêtein*) / *LAMMat*\* g' (*ganin* - fig. Ph / agresser & attaquer - verbal<sup>t</sup> ou non & chien etc.), *LUC'HACHañ,-iñ* : *bet oa leuc'hachet* (Ki on l'insulta), *POUILHañ* (& T *kanañ pouilh da ub, teurel ar seizh ano divalo° war ub* - Lu<JCM), (m-br & W) *huerniñ* & ils ne font que m'insulter *ne'm eus ano° ebed gant ar re-mañ*

**INSULTÉ,-E** (19° pp : *an heni*) *kunujennet*, & *i'sultet* / *luc'hachet* (Ki)

**INSULTEUR** (19° - dér. - agentif lat. /-our) *KUNUJENNER* m.-ien f.1

**INSUPPORTABLE,-MENT** (14° < bas lat. / sub & portare, portus) *DIHARZ*, (*ha*) *n'haller herzel* (*outañ*), *pad,-out*\* (*ganti*), il m'est insupportable (Ph) *ne harzan ket gant hemañ, GWAZH* (*da ub*) : le plus insupportable *gwashañ a veze d'an den a oa gwelet* (Wi<FL), *RE* : *hemañ zo re din* ! ; (personne ainsi W<Heneu-GB) *garchenn(our)* m.-erion f.1 & enfant insupportable (poison – fig.) *POEZON*\*° m.-ioù & *ampoeson* / *pus'un m.ioù* (W<HB / *ampouailh, amprevan, c'hwil, c'hwiltous*)

**INSUPPORTER** (19° / support... - W) *GARCHENNiñ* (*ub*)

**INSURGÉ,-E** (pp / n. < in & vb *surgere* < sur\regere - ie reg-) *EMSAVET* : *broioù emsavet* / *EMSAVOUR* m.-ion f.1 (& *emsaver* militant / de caractère révolté *kilverz*)

**INSURGER** (16° < lat. – s'insurger) *EN EM SEVEL* (*ouzh & enep...* base *SAV-*) : *en em savet ouzh ar gouarnamant*, (en paroles) *SEVEL E VOUEZH* (base *SAV-*) *ouzh* ; (appr. FV) *KILVERZiñ*

**INSURMONTABLE** (16° < sur & monter < mont- ; GR *didrac'hapl, ne aller qet da drac'hi / treac'hi dezañ*) = *didrec'hus, TRE* (*dit, da ub all*)

**INSURPASSABLE** (16° < sur\passer - ie - ha) *n'oufed mont dreistañ*

**INSURRECTION** (14° < lat. / regere & régir etc.) *EMSAV* m.-ioù : *emsav ar Bonedoù Ruz, emsav ar Chouanted* (& mouv<sup>t</sup> breton 20° : *an Emsav /-adeg* soulèvement & *ravolt 1675, taol-strap*)

**INSURRECTIONNEL,-LE** (ad. / ad. & pp) *EMSAV* /-ET (& a *en em sav* /a *nim'zaw* / Dp)

**INTACT,-E** (15° < lat. / tactus) *DIFREUS* : *un dachenn difreus*, (inentamé) *DIVOULC'H* /-ET, (non endommagé) *DIZOMACH*, (appr<sup>t</sup> - blanc) *GWENN* : *kreizennoù gwenn en douaroù aret, takadoù gwenn* & (pers.) *ha ne c'hoari mann dezhañ...*

**INTAILLE** (19° < it. – déverbal / taille : un) *entailh*

**INTAILLER** (19° - calq. / tailler *TAILH-*) *entailhiñ*

**INTANGIBILITÉ** (19° / C.-*queulusq*) *digeflusk* m.-où

**INTANGIBLE** (15° ; Laouenan c 1830,187 / m-br...) *digeflusk*, & (*ha*) *n'oufed touch* (*outañ*)

**INTARISSABLE,-MENT** (19°) *DIHESK, DIHESP* (Prl-Ku), (pers.) *BILH-BILH, HIR E VEG*

**INTÉGRABILITÉ** (Mat.<JM) > *integradusted* f.

**INTÉGRABLE** (Mat.<JM) = « *integradus* »

**INTÉGRAL,-E,-MENT** (17° < lat. / integer < in & tangere / non tangere ; v-br *cougant & caougant* / gaul.-celt. cantos > *kant* & cloc- celt.-gael. / *pettia*) *A-BEZH-KAER* : *rentet a-bezh-kaer* (Ph & entier / *antilin* < *anterin* intègre, & *en e bezh, penn-dre-benn*) : on ne sale jamais intégralement un cochon *ne vez jamez sallet pemoc'h a-bez ganeom°* (Li<YR), (Mat.<JM) = *integral* & une intégrale curviligne *integralenn grommlinennel* f.-où

**INTÉGRALITÉ** (17° < lat.-itas / gaul.-celt. *pettia*) *PEZH-KAER* m.-ioù : *en e bezh-kaer*, (appr<sup>t</sup> *en e*) *HED-KAER* m. : l'intégralité (du temps) *an HOLL* (*amzer* / Ph (*peus*)*klok* quasi complétude)

**INTÉGRANT,-E** (16° part.prés. < lat.) : partie intégrante *LOD-KAER* (*ag* / *eus ud & lod(enn)*)

**INTÉGRATEUR** (19° - Techn.) = m.-ien

**INTÉGRATION** (18° < vb - gall : *yr integru* = *an*) *INTEGRINÑ* /-adur m.-ioù / (un concept) *KOMPREN* (n.vb. & f. : *ur gompren* Ph / *ar gomprenazon* f.-où) ; (Mat.<JM) & la politique d'intégration *ar politik(erezh) integriñ* / *enframmañ & kenstagañ* (*Diwan* / incorporer, rattacher)

**INTÉGRATIONNISTE** (20° = m.-ed f.1)

**INTÈGRE,-MENT** (17° < *integrum* lat. / integer & entier ; m-br *anterin*) *ANTERIN* / *ANTILIN* : *un den anterin eveltañ, n'eo ket gwall antilin* (Pll<PM), (*ie* - rextu- gaul.-celt. : *recta, recto* lat.) *REIZH* : *an dud reizh evel da dad* (T<JG-Ph & L)

**INTÉGRÉ,-E** (pp > ad.) : des gens bien intégrés (L<MM : *tud*) *KOMPRENET MAD°*

**INTÉGRER** (14° < lat. / integer – gall *integrū* / *comprehend* C. *Comprehēdaff*) = *INTEGRo* : *integret muioc'h bar sos'iete* (*pa oar lenn ha skriva°* – TK<F3 & Mat.<JM), (uncorporer / structure - EN)*FRAMMAñ,-iñ,-o* (*ud* / *ub e-barzh & ensoc'hañ* (*e-barzh*) / (*ken*)*stagañ & (en em) unaniñ*), (étym<sup>t</sup> / *kompren e-barzh ud & ne oan ket 'kompren* ! Ph prêter attention) *KOMPREN* (*ub, ud*)

**INTÉGRISME** (20° < integer lat. & dér.) = *integrism* m.-où / *spered chapel...* (m.)

**INTÉGRISTE** (19°) = m.-ed f.1 : *ur beleg integrist, integristed ar brezhoneg zo i'e'* !

**INTÉGRITÉ** (14° < lat. -itas ; GR *anterinançz*) = *anterinded* (f.) : l'intégrité du système (Inform.) *anterinded ar sistem*

**INTELLECT** (13° < lat. - inter & legere - lire / v-br *intellec* gl significationem LF 226 ; gaul.-celt. *menman* & v-irl *menme, menn* & gaul.-celt. *messu- ie* / *μνήμη mnêmê* / *mnêmo-* & *mind* angl. / *mens* - sana lat.) *MEIZ* (m-br *mez* W *mé* – gall & vb *medd-*) m. : *teurel reizh* (porter attention / entent cerveau au fig. & *skiant, spered* / *ispred* & v-br/gall *bred* *pysche*)

**INTELLECTION** (13° - n.vb. / itér. : ar) *MEIZANÑ* /-ATA

**INTELLECTUALISATION** (19° & Psy.) *meizadur* m.-ioù

**INTELLECTUALISER** (19° / *diveiza°* Ki) *MEIZañ* /-ATA

**INTELLECTUALISME** (19°) *meizerezh* m.-ioù

**INTELLECTUALISTE** (19°) *meizeg* /-ek\* (ad.)

**INTELLECTUALITÉ** (18°) *meizidigezh* f.-ioù

**INTELLECTUEL,-LE,-MENT** (13° < bas lat. < inter / legere – gall *medd-* & *deall*, irl > *intleachtach*) *MEIZ* (m.) : niveau intellectuel *al live reizh* / *SPERED* : *labour-spered* (tâche int.), surmenage intellectuel *torr-spered* (*torr-korf, torr-kig* / *ki'torr*), intellectuellement parlant *a-fed reizh* / *spered*, physiquement & intellectuellement (*a-lazh-*)*korf & spered* ; (n.) *meizer & labourer-spered* m.-ion f.1 (NF Laënneg / *lenneg* lettré), (popul<sup>t</sup> & Helias) *INTELLEKTUAL* m.-ed f.1

**INTELLIGENCE** (12° < legere lat. - ie / sens ; GR *ententidig<sup>ez</sup>, spered*) *SPERED* m.-où,-jòù : *kalz spered en deus* (& *ur bern spered*), d'une intelligence vive... *SPEREDET-LEMM* (& *bas, berr, bihan* / *bras, franl, ledan* / *strizh*), (pratique) *ISPRID* m.-où,-jòù, dénué d'intelligence *DIENTENT* / *DIGOMPREN* (T<JG & Ph), (sens) *SKIANT* (f.) : *ar skiant d'ober* (T<JG / Li<YR *skiant doh° nentra*) ; ils sont d'intelligence (*emaint*) *A-UNAN*, en bonne (mauvaise) intelligence *en unvaniezh* / *dizunvaniezh g'ub* ; (slogan) Rennes, vivre en intelligence *R<sup>o</sup>a<sup>on</sup> 'tou<sup>s</sup>k ar skiant* / *tud a spered* (cf. surnom) ; intelligence avec l'ennemi (*bezañ*) *GWERZHET* (*da*) : *gwerzhet oant d'ar Boched* (& *Bretoned gwerzhet d'ar "milis<sup>s</sup>"* / *d'an nazied...*)

**INTELLIGENT,-E,-EMMENT** (15° < lat. / legere - *leen*) *SPEREDET* / *SPEREDEG* ad./-EK\*, *SPEREDOG* (var. Li<YR & apprenant facilement) : *ur paotrig speredeg* / *speredet* (Ph-Prl) / *ISPRIDET* (Wu – Arz & gens intelligents *tud abil* Wu<EP, Prl & W<Ern.), *SKIENCHET* (TK<RKB / *skiantet*), (popul<sup>t</sup> Ph) *INTELLIJANT* /int<sup>t</sup>li:3n<sup>v</sup> *intelligantoc'h eged na greder* (*loened* -

bêtes - plus intelligentes qu'on croit), intelligent (des yeux – vifs Ki<HB) *krak-e-lagad* > *kragelak*, très intelligent (litote - L<JCM) *n'eo ket un hanter sod°* ! & il n'est pas (assez) intelligent *n'eo ket a-walc'h* (T<JG & *dientent, digompren, dispered*) & travailler intell' *labourat spered hag all*

**INTELLIGENTSIA** (20° < russe / intelligentzia) = *an intelligentsia / sperejou bras (Paris...)*

**INTELLIGIBILITÉ** (18° - appr<sup>t</sup>) *ententidigezh f.-ioù*

**INTELLIGIBLE,-MENT** (13° < lat. ; GR *ententapl*) *ENTENTAPL\**, & (dér.) *meizidig /-ik\**, (appr<sup>t</sup> - surt<sup>t</sup> oralement) *FRAEZH : komz her ha fraezh (& skrivet fraezh / diviz mad eo)*

**INTELLO** (arg. > péjor<sup>t</sup> – Ph *PENN-POUNNER* !) : jouer aux intellos *c'hoari e benn-pounner / PENN POU D* m. (antiphrase - ados c1000) & j'évolue intello (dictée Pivot 2005) *me zo troet penn-poud / aet da benn-pounner*

**INTEMPÉRANCE** (14° < temperare lat. ; gaul.-celt. loncate / v-br *esat* gall *ys(s)u* dévorer LF 165 - GR *divoder*) *DIVODEREZH* m., (al) *LONKEREZH* m.-ioù

**INTEMPÉRANT,-E** (16° part.prés. / lat. & tempus ; GR *divoder / dre voder* Ph) *DIVODER* ad., (pers.) *LONKER (BREIN)* m.-ion f.1 (& *lonteg, sec'hedeg /-ik\** & *pp-et* assoiffé)

**INTEMPÉRÉ,-E** (Rabelais 16° anc<sup>t</sup> : air intempéré) *DIHARAK / DIZHARAK* (E)

**INTEMPÉRIE** (16° < lat. / tempus ; GR *direizamand* – pl.) *SEIZH AMZER : dindan ar seizh amzer (& gwall amzer / er seizh awel)*, (méton.) *SKRIGNADENN* f.-où (*an amzer & E an amzer c'hai* < *gai*), *SKOULAD* m.-où : *erc'h, skorn zo skoulajou* (T<JG & adage / intempéries d'avril) *Ebrel gant e gontelloù / A gign ar zaout hag al leueoù* (Ph *skoulfad ar goukoug* giboulée d'avril) & peu résistant aux intempéries (*yer bihan*) *gwag / (patatez) tener ouzh an amzer* (T<JG) / *PENN DROUG-AMZER* (Li) m.-où / *pennad-où amzer fall, KRI<sup>2</sup>AJ* m.-où & *kaouadoù kri'aj* (Ph) ; (chômées / Agric. Li<MxM) *ober gouel grañj / devezh karrdi* (Ph & *devezh an ibilien*)

**INTEMPESTIF,-VE,-MENT** (18° < lat. / tempus) *DIGOULZET(-NET & dibred-kaer)*

**INTEMPORALITÉ** (20° < ad. / tempus lat. - v-br-gall *amser / am irl*) *DIAMZER* (n.-ioù)

**INTEMPOREL,-LE** (18° < tempus ; gaul.-celt. amman & v-irl *amm,-anna & aimser*) *DIAMZER*

**INTENABLE** (17° / tener lat. - *ha*) *n'oufed delc'hen / DIZALC'H*, (météo – *heol, & toufour*) *MONK* (K & KK), (personne) *IMPADAPL\** (T-Go<DG) & (enfant surn. - T<KG) *Kerdrubuilh*

**INTENDANCE** (16° < lat. / in & tenere ; gaul.-celt. smero- - ie - D.) *MEREREZH* m.-ioù

**INTENDANT,-E** (16° < superintendant ; GR = *intendant a vor* & Kerenveyer 18° *intendant* / NF & fermier-métayer – NALBB n° 274-5 : ¾ pts) *MERER,-OUR* m.-ien f.1 : *merour an aotrou* (trad. & contes - Luzel 19° *resevour ar maner*)

**INTENSE,-ÉMENT** (13° < in & tensus lat. & ie \*ten- – gall *dwys : doues* m-br / *en toues*) *PUILH* : lumière *gouloù puilh* & (adv.) *a-builh* (NF *Puil* & dér., NL<NP *Kerampuil*), (souv.) *STANK* : *glizh, morenn stank* (Ph / Prl *Stank*), (adv. /mat/) *MAT<sup>e</sup> : yen-mat*, (pluie & neige etc. - Ph & Bd<PH) *BRAS /bras/ - A bref quantitatif comme mat / A long qualitatif : erc'h bras, glaw bras-bras & bras bras bras /brazbraz'bras/ Pll (& dour bras bar Ster / bihan)*, (pluie intense et très attendue Li<YR) *hicho z eus glao° pinvidig !*

**INTENSIF,-VE,-MENT** (14° / intense) *STANK-HA-STANK* : l'élevage de porcs intensif *ar sevel moc'h stank-ha-stank / ar maga' gwiji a-gañchoù*, (parf. Wi<PYK) *A-FORS /s/ : labour a-fors, gober tan a-fors*

**INTENSIFICATION** (19° / intense) *STANKADENN* f.-où & n.vb.

**INTENSIFIER** (& s'intensifier - usu<sup>t</sup>) *PUILHAat / STANKAat\** : les tirs s'intensifiaient *stankaad<sup>e</sup> a rae an tennoù* & la pluie s'intensifiait *kreskiñ a rae d'ober dour / glav\** : *kresket d'ober glô !*

**INTENSITÉ** (18°) *PUILHENTEZ* f.-où (cf. NALBB n° 174 - syn. Wu > beaucoup *puilhante' a*) & *stankted* f. (& du courant - ruisseau - *kas<sup>s</sup>, nerzh an dour*) ; diminuer d'intensité *DISTANKAat\** (Ph) & *euvriñ e nerzh*

**INTENTER** (14° < lat. Dr < in & tendere / \*ten ; M.17° & GR 18° *intenti ur procès*) = *INTENTIñ / SEVEL PROS<sup>S</sup>ES<sup>e</sup>* (*da ub / eneb ub* – base *SAV-* & vb *proseziñ enep (d')ub*)

**INTENTION** (12° < lat. in-/tensio & ie \*ten ; gaul.-celt. menmen - ie / C. *mennat*, GR *c'hoant, intencion / intañsion* Ph-Go attention portée) *MENNAD* m.-où : *ma mennad - oc'h ober* (trad. Ph & *mennoz* dessein), *SANTIMANT* m.-où,-choù : contrairement à leur intention *enep d'o santimant*, (parf. - gaul.-celt. "skeltl-", v-irl *scel* > *scéal*, m-br *quehezl-ou* & NL Big. / Etocs) *KEL / KELOÙ*

(m. / pl.) : c'était sans intention de vous insulter *ne oa ket a geloù ganti da iñsultiñ ac'hanoc'h / kel a vann ebet, & kel d'ober; (usu<sup>t</sup> & appr<sup>t</sup>) SOÑJ n.-où : g' ar soñj d'he daremprediñ, petra eo ho soñj ?, ne oa ket em soñj ober; bezañ e soñj (da / en sell da... - T & Go<KC), & c'était là mon intention depuis belle lurette *pell zo oan choñjal en dra-se* (conte Ph<JLR) ; dans cette intention *war an amboas-se* & celle d'y aller *en amboaz\* da vont di* (& *en dant d'ober / edan monet, en enor da vont, e skeud ober*) & dans l'intention de la donner à ses enfants (Wu<Drean / segur, securitas - *savet un ti e-sigur er reiñ d'e vugale*, elle n'a pas l'intention de rester *n'EMA(-hi) ket da chom* (T<JG-Ph) ; à l'intention de (messe etc.) *GANT piw<sup>e</sup> e oa an oferenn ?* (T<JG-Ph)*

**INTENTIONNALITÉ** (20° - dér. / v-br rat NP & m-br) *ratoz(h) m.-ioù, SIGUR m.-ioù* (Wu<Drean *segur* - gall. & lat. *securus*)

**INTENTIONNÉ,-E** (16° pp) : bien, mal intentionné *MENNET-MAD<sup>e</sup> /-FALL, & intañsionet-fall* (Ph *douget, tuet da*)

**INTENTIONNEL,-LE,-MENT** (18° & adv. GR rat) *A-RATOZ<sup>H</sup> (-KAER W / Ph a-fetepañs(-kaer), a-fed-kaer & espres-kaer > 'p'es-kaer...)*

**INTER-** (lat. - ie ; gaul.-celt. = inter ambes gl V 5° & antar- v-br *entr-, intr / Mat.<JM, Sport*) & être en inter(vention), l'inter(urbain) > *INTER* & inter pares (lat., v-br (T<JG var. *ENTRE / ETRE*) = *e<sup>n</sup>tre pared* (pl.))

**INTERACTER** (frangl. / act- pp ie – gall y *naill ar y llall : c'hoari an eil àr an arall*) = *interaktiñ, C'HOARI KENETREZO*

**INTERACTIF,-VE** (20° Inform.) = *interaktiv(el), & etreoberiant /-oberius* : modèles interactifs *modellou etreoberius* (MM<AB / o *c'hoari kenetrezo*)

**INTERACTION** (19°) *etre-ober, « etrewered »* (néol. MM<AB – m-br > interactionisme) m.-où

**INTERACTIVITÉ** (20°) *etre-oberiantiz f.-où*

**INTERAGIR** (20° < agere lat. / act-) *etre-ober (kenetrezo), & ober an eil dre egile*

**INTERALLIÉ,-E** (20°) *interaliet / kenstag(et)*

**INTERAMÉRICAIN,-E** (*ken*)*etre Amerikaned*

**INTERARABE** = *interarabed & (ken)etre Arabed*

**INTERARMÉES** (20°) *etre-armeoù*

**INTERARMES** (20°) *e(n)tre armoù*

**INTERASTRAL,-AUX,-E** *etre-astroù*

**INTERBANCAIRE** (20°) *etre-bankoù*

**INTERCALAIRE** (14° < lat. ; gaul. Coligny bataran < (am)b-antaran D. / jour intercalaire & C. *entredou*) *etre (daou & etrelaket), & aboutet ; (feuille) etrelakaet / 'tre re all*

**INTERCALATION** (15° < lat. / v-br *emboles* < embolismus LF 446 – n.vb.) *etrelakad, & aboutiñ*

**INTERCALER** (16°) *etrelakaat\**, (jour) *aboutiñ : un devezh aboutet*

**INTERCANTONAL,-AUX,-E** (19° Suis. – gaul.-celt. cantos, canton) *etre-kantonioù*

**INTERCÉDER** (14° < lat. / cedere (s'en) aller; GR *erbedi, mennat & ar Saent a bed Doüe evidomp* & v-br-gall-irl *eriol-*) *DARBODiñ (evid ub, ober bazh-valan / marc'h-dimiaou Prl & erbediñ* recommander, *jubenniñ, ober jubenn etre ar familhoù)*

**INTERCELLULAIRE** (19° / cella lat.) *etre-kelligoù*

**INTERCELTIQUE** (20°) *etrekelt(i)ek\* (KEAV) : Kamp Etrekeltiek\* /g/ ar Vrezhonegerien*

**INTERCEPTER** (16° < inter & capere lat. ; gaul.-celt. caio 5° gl V, NL) *KAEañ (ouzh - cf. NL Ouesquay & var. - Rostrenen < MS 'Wäzh-kae, disquay Tu diskae), (lettres – GR) sourpren lizheroù*

**INTERCEPTÉ,-E** (pp - Mat.<JM) « *etredalc'het* »

**INTERCEPTEUR** (20° avion) = *kaeour m.-ion*

**INTERCEPTION** (15° - n.vb.) *KAEAD (ouzh ud)*

**INTERCESSEUR** (13° < lat. ; GR *erbeder-yen* – pour mariage) *DARBODER,-our m.-ion f.1,* (usu.) *BAZH-VALAN f. (& bazhvalaner marieur / syn.)*

**INTERCESSION** (13° < lat.-io & inter / cedere ; m-br *advocacy* ; GR *erbedenn-ou*) *DARBOD m.où /-erezh m. (& droit seigneurial)*

**INTERCHANGEABILITÉ** (gaul. 5° *cambiare* gl V rem pro re dare) *KEMM-DIGEMM m.-où*

**INTERCHANGEABLE** (gaul.-celt. cambion PYL) *KEMM-OC'H-DIGEMM (& kemm-digemm)*

**INTERCLASSE** (20° < classis lat.) *EHAN-SKOL* m.-où  
**INTERCLASSER** (20°) *etre-klas<sup>s</sup>iñ / klas<sup>s</sup>iñ kenetreze*  
**INTERCLASSEUSE** (20° - dér.) *etre-klaserez\* f.1*  
**INTERCLUBS** (19°) *etre-kleubchoù (& 'tre meur a gleub)*  
**INTERCOMMUNAL,-AUX,-E** (19°) *etre-komunioù (& parrezioù)*  
**INTERCOMMUNALITÉ** (20° < com\mun-) *etre-komun (f.-ioù)*  
**INTERCOMMUNAUTAIRE** (CEE & UE) *kenetre (ar CEE / UE)*  
**INTERCOMMUNICATION** (dér.) *daremprederezh kentereze m.-ioù*  
**INTERCOMPRÉHENSION** (20° Ling. / lat.) *etre-komprenidigezh (kenetreze) f.-ioù*  
**INTERCONNECTER** (20° ; gaul.-celt. & v-br-fall... *re - ie \*reg-*) *KEVREiñ (kenetreze)*  
**INTERCONNEXION** (20° - gaul.-celt. & ie com- / re(g)-) *KEVRE (kenetreze) m.-où & n.vb.*  
**INTERCONTINENTAL,-AUX,-E** (19° < lat.) *etre douaroù-bras (& kevandirioù < gall. / tir)*  
**INTERCOSTAL,-E** (16° < costa lat. & roman etc. - duel) *DAOUGOSTOÙ*  
**INTERCOTIDAL** (Géo. / marée & *tide* angl.) > **INTERTIDAL**  
**INTERCOURS** (20° < cursus lat.) *etre-kentelioù (& m.)*  
**INTERCOURSE** (Mar. < angl. – gall *cyfeillach*) =  
**INTERCULTURALITÉ** (dér.) *etre-kulturad m.-où*  
**INTERCULTUREL,-LE** (20° < cult-) *etre-kulturel*  
**INTERDÉPARTEMENTAL,-AUX,-E** (19° - services *servichoù*) *etre-departamanchoù*  
**INTERDÉPENDANCE** (vb inter / pendere - lat. - ar) *STAG-OUZH-STAG*  
**INTERDÉPENDANT,-E** (20°) *STAG-OUZH-STAG (emaint)*  
**INTERDICTION** (15° < lat. ; GR *difenn : an difenn deus an traficq, & eñterdi-ou*) *BERZ f.-ioù*  
 (période / ramassage du goémon) : *e-pad ar verz (L) & n.vb. (& difenn défense)*  
**INTERDIGITAL,-AUX,-E** (19°) *etre-bizied (Ph gaol & skalf ar bizied)*  
**INTERDIRE** (13° < inter & dicere lat. - dire ; GR *difenn, entredya*) *BERZiañ,-iñ / BELZeiñ (W) :*  
 on nous l'interdisait *berzet oa deomp ober, & berziet (berchet) a-walc'h e veze (& difenn défendre, diaotren désapprouver, forc'hiñ exclure & harz Prl-Ph) ; (fig. : étonner beaucoup) SKODE(O)Giñ :*  
*chom skodeoget (skoet & teoget), (méton.) KALMiñ, MO(R)Tañ (& abafiñ, boemiñ)*  
**INTERDISCIPLINAIRE** (20°) *etre-disiplinoù (& etre meur a zanvez-skol)*  
**INTERDISCIPLINARITÉ** (an) *etredisiplinañ*  
**INTERDIT,-E** (13°-15° < lat. & dit pp ; C. *enterdit, m-br arabat, arabadou*) *ARABAD m.-où / ARABAT\* ad. : arabat\* butunat,-iñ, arabad° ober trouz & (W) arabad 'm eus gober, tra-walc'h arabadoù ! ; (parf.) BERZ / BERZIET : un devezh berz (& gouel berz fête chômée, pp berziet > berjet, berchet) & f.-où : jeter l'interdit lak' berz (war ud), (exclu) FORC'H m.-où & ad. (& difenn-où & ad.) ; interdit de droits civiques (trad. *ub*) o tougen ar gouris-plous<sup>e</sup> ; (fig. – GR *abafet, saouzanet, souëzet*) SKODE(O)GET (vb *skoiñ / teogiñ*), SOUC'HET : sou'het e veze dioustu (T<JG / soc celt; *soc'h = STOUVET / zou'het Prl : souezhet*), (méton.) *KALMET, MO(R)TET (& abafet, boemet & balc'h e c'henoù, e veg en dour)*  
**INTERENTREPRISES** (20°) *etre-stalioù /-añtreprijoù*  
**INTÉRESSANT,-E** (18° part.prés. / esse - agréable - gaul.-celt. *dagos & gall da > os gwelwch yn dda / braf, irl (Dag)da, & breá*) *BRA<sup>v</sup> (da lenn (T<JG-Ph), DA (ganen gwelet se Ph & daw / da eo - T<JG me 'gav da, & ya da !, eo da !, 'ra ket da !), DUDIUS : abadennoù dudius, un eost dudius (& bourrus, dedennus, plijus & hoalus / Prl passionnant amStoarus, Stummus), (avantageux) EMSAV : n'eo ket emsav deomp / emsav(usoc'h) evidomp !, (popul' Ph) INTERES<sup>s</sup>ANT : ne oa ket gwall interes<sup>s</sup>ant (& 'interes<sup>s</sup>us' - A.B. ; s'intéressant (à) LODEG (en ud – W & Wu <Livr el labourer ; faire l'intéressant ober e rouz & faisant son intéressant hemañ neus ket gwelet gavr e vamm gozh 'krignañ kaol (Go<DG – Yvias / Arv.T<GK *gwentañ e "non para" !)*  
**INTÉRESSÉ,-E** (pp / vb esse - être) *INTERES<sup>s</sup>ET : an dud oe interes<sup>s</sup>et-kaer (Ku) ; (financièrement) LODEG m.-ien f.1 & (tud) AFARET (Prl / Ph *aferet & aferus / tost d'o gwenneien & pizh-lous, pizh-lovr*) ; les intéressés (par la succession etc. – Dr Y.Gow<HB) ar re o doa / o deus da welet & an dud e-barzh ar jeu, (appr.) GANT : pas intéressé,-e me n'on ket gant se (T<JG-Ph 'maon ket g'an dra-he), bremañ ne vezer ket gant se ! ; intéressé (par l'argent - T<GK) krafeg /-ek\****

(*war an arc'hant*), très intéressé (KW & passionné / *amStoaret*) *STUMMET* : *Stummet ged an dra-se* (Prl & Ku - Glomel) *stummet gant traou sort-se, prederiet* (g'ud – L<MM, VF & *darbare*, *siguret*), intéressée (personne / chien... par la nourriture de son maître à table TK<MxM & cf. Ph *sant Nigoudenn / gant e benn liboudenn...*) *LIBOUDENN* f.-ed,-où : *ul liboudenn !*

**INTÉRESSEMENT** (20° n.vb. : al) *LODENNAÑ* (*arc'hant ar stal...*)

**INTÉRESSER** (16° < lat. - inter & esse vb être / essence ; GR *qemeret lod* – financièrement) *LODENNAñ,-iñ g'ub* ; (captiver, charmer) *DUDIañ,-iñ* : *dudiet on bet gantañ*, (usu<sup>1</sup>) *INTERES<sup>s</sup>iñ* : pas facile de les intéresser *n'eo ket braw interes<sup>s</sup>iñ anehe<sup>e</sup>* (*er skol*), & elle s'intéresse *en em interes<sup>s</sup>iñ a ra-hi* (Ph), *STUMMAñ,-iñ* : *n'int ket Stummet g' se* (Prl pas intéressés par ça / *amstoaret* passionnés) ; s'intéresser *PLEDal,-iñ* (T/Go *PLÉal g'ud / ub*), *BEZañ g'ud* : *me ne oan ket gant se*, (appr.) *GWEL'* : *ar re-se ne welent ket 'hanomp !* (nous, on ne les intéressait pas !)

**INTÉRÊT** (13° < lat. inter-est /-essere ; GR à intérêt *var gampy & diwar interest* – financier etc. : importer : quel intérêt pour toi ? *pe las dide ?*) *INTERES<sup>t</sup>* m.-où : *netra 'med an interest*, *MAD* (f./m.) : dans son intérêt *evid mad ub, mad an holl, ar vro, e dud*, (cumulé) *ar mad diwar ar mad, ar vad diwar o arc'hant*, (appr<sup>t</sup> - salaire) *GOBR* m.-où : *ur govr 12% & (d'usure) KAMPI* m.-où : à intérêt *war gampi, war astenn (& astenn an arc'hant / kampiarded* Pll filous, garnements = *skampiarded* Are) ; capital et intérêt *danvez ha leve & intérêt et capital / et principal* (La Fontaine) *mad ha priñsival* (Go<FP) ; tu as (davantage) intérêt *emsav(oc'h - dit) mont, ober* (usu<sup>1</sup> Ph & K), c'est dans son intérêt (santé *mont*) *DIOUTI* (T<JG) ; que intérêt ? *pe laz (dimp) ?* (Ern.-GR *pe las : pe vern ? & penn-bern din* Ph c'est sans intérêt - v-irl-gall corn *les : good – advantage, benefit*) ; (intérêt porté / soin & *evezh*) *PLED* m. : on leur portait trop d'intérêt *kalz re a bled a veze taolet dehe* ; (pour q.chose) *DUDI* m. : *dudi ar vugale & intérêt ludique diduell* f.-où (Diwan / dér.) ; intérêt (très marqué / passion – KW) > *STUMM* n.-où : *oat (eo) e Stumm g'an dra-se* (Prl / *Stummet*), *pep heni e stumm* (KW<PYK / *dedenn* – Diwan), porter quelqu'intérêt *kaout GOUT* (*d'an dra-se* - W & Ku...)

**INTERETHNIQUE** (20° / v-br-gall *kenetl* gall *cededl*) = *brezeloù interetnik, & etre-kenelioù*

**INTERFACE** (Inform. – calq. / facies lat.) *etrefas<sup>s</sup>* m.-où

**INTERFÉRENCE** (19° / - Mat.<JM) *interferañs* f.-où / *interferadur* m.-ioù, *ROUESTLIDIGEZH* f.-ioù (cf. *ROESTL / ROST<sup>r</sup>* Pll, Pgt & Ki<DK)

**INTERFÉRENT,-E** (19° / part.prés.) *ROESTLUS / ROST<sup>r</sup>* (ad. : *ROESTL*)

**INTERFÉRER** (19° / interférer < angl. / lat. – Mat.<JM) *interferiñ*, (*EM*) *ROESTLañ* (& var.)

**INTERFLUVE** (20° < angl. / fluvius lat. & flux ; gaul.-celt. 5° gl V *inter ambes* inter riuos) =

**INTERGLACIAIRE** (19° / glaç-) *etre-skorneier*

**INTERGOUVERNEMENTAL,-AUX,-E** (20°) *etre-gouarnamañchoù /-mantel*

**INTERGROUPE** (groupe < it. / germ. - *bodad*) *etre strolladoù* (m.-où)

**INTÉRIEUR,-E,-MENT** (15° < lat. - comp. / interus - in /-ter- ie ; v-br *parth / di- & a*, GR *diabarzh & a-ziabarzh*) *DIABARZH* /di<sup>1</sup>barz\\$/ ad. & m., (adv.) *A-ZIABARZH*, (n.) *TU-DIABARZH* m. (Ph / Spt *an tu 'barzh*) : leur vie intérieure *o buhez diabarzh*, l'intérieur de la boîte *diabarzh ar voest, tu-diabarzh ar siminal, e diabarzh ar vro (& an abarzh / a-barzh & e-barzh)*, (adv.) & *etre e sant hag eñ(v) / etre ma roched ha me, etre e chupenn ha heñv*, en son for intérieur *en e greizon (& en e greiz / askre, kaouded) & paix intérieure peoc'h an ene* ; (fig. / angl. : son home) *KÊR* f.-ioù (& art. / possessif) : *amañ ema e gêr, n'on ket aet eus ar gêr, ar gêr eo ar gêr*, femme d'intérieur *plac'h er gêr (& plac'h a gêr* Go & *pôtr 'gêr* personne de garde - anc<sup>t</sup> à la ferme le dimanche), habitant de l'intérieur des terres (*Menez*) *MENECHARD* m.-ed f.1 / *PAOTRED AN ARGOAD* (Ph) : *erru paotred an Argoad !* ; (viens à l'intérieur) *TRE* : *deus tre !*

**INTÉRIM** (15° lat. / inter - ie ; GR *gouarnet etretant*) *ETRETANT* (adv. > m.) & faire l'intérim (de q<sup>un</sup>) *ober evit (keginer) etretant*

**INTÉRIMAIRE** (18°) *ETRETANT* (m.-ed) & personnel intérimaire *labourierien etretant*

**INTERINDIVIDUEL,-LE** (19°) *etre-hiniennoù*

**INTÉRIORISATION** (19° : an) *DIABARZHIÑ*

**INTÉRIORISER** (19° Psy.) *DIABARZHañ,-iñ*

**INTÉRIORITÉ** (16° - appr.) *TU-DIABARZH* (m.)

**INTERJECTIF,-VE** (18° / jact- lat. : *ger*) *ESTLAMM*

**INTERJECTION** (14° < lat. ; Dr GR *galv, apell*) *ESTLAMM* m.-où & *estlamadell /-adenn* f.-où, (n.vb. FK : *ar*) *GOPAL / HOPal* (vb)

**INTERJETER** (15° < lat. Droit / alea jacta est – GR *teurel apell*) *teurel apell*, (appr.) *DOUGen an afer da Roazon* (Ph / *d'al lez-varn - Breujoù kent & sevel klemm*)

**INTERLAKEN** (NL Suis. < Interlappen / celt. \**enter-locu-* entre lacs – D 173) =

**INTERLIGNAGE** (19° n.vb. : *an*) *etrelinenniñ*

**INTERLIGNE** (17° < linea lat. ; GR *entreligne eñtrelinenn*) = *etrelinenn* f.-où

**INTERLIGNER** (16°) *etrelinennañ,-iñ*

**INTERLINGUAL,-AUX,-E** (20° < lingua lat. / *teanga* gael. - ie / *teod*) *etre-yezhoù*

**INTERLOCK** (20° angl. / *lock* mèche... : tissu – gall *cyd-gloi*) =

**INTERLOCUTEUR,-TRICE** (16° < loqui vb lat. & loquax - ie / labar- celt.) *KENGOMZER* (& *kendivizer, kenbrezeger,-our /-prezegour* : *ken & lavarar - kant lavarar - adage*) m.-(*er*)ion f.1

**INTERLOCUTION** (dér. / lat.) *kengomzerezh* m.-ioù

**INTERLOCUTOIRE** (13° < loqui lat. Droit) *kent barn*

**INTERLOPE** (17° < angl. : intrus / *enterlopen* bas all. & all./-*laufen* vb / (*to*) *loaf*) *BORN* (fig.) : *ur vatimant vorn* (& *diskrupuilh, froder*)

**INTERLOQUÉ,-E** (18° pp ; gaul.-celt. soc - ad. / pp) *SOC'H /-ET* (Li<YR *souc'het oun choumet* - surn. *Yann Zouc'h* l'Interloqué & T<DG-KT *soc'het / amlavar, glas e c'henoù, & chom en toull ar sac'h* - Louargat T / Calahel - Ku) *ALKENET / ALKANET* (& *dialkanet-* Pl<PM ne l'étant plus)

**INTERLOQUER** (15° < interloquor lat. / loqui - Dr GR – gaul.-celt. *soccus* : soc > *soc'h & hoc'h*) *SOC'Hañ / SOUC'Hañ* (T-Go, Go<KC *ZOUHañ* & Li<YR / KW *SOU'Ho* < *souezh-*) : *soc'hañ ub, chom souc'het-net, ALKEN- / ALKANIñ* : j'en suis resté interloqué (de ses propos - *Kalaner Ku<RKB*) *ken 'oan chomet alkenet (gant e gomzoù)*

**INTERLUDE** (19° < angl. / lat. – gall *anterliwt*) *etrepaouez* m.-où

**INTERMARIAGE** (19° / mariage) *etre-dimeziñ*

**INTERMÈDE** (16° < it. / lat.) *etre-c'hoari* m.-où

**INTERMÉDIAIRE** (17° < inter & medius lat. - ie gaul.-celt. *Medio\lanon* NL *Melon, Milan-o...* ; v-br *hanter* = *HANTER*) *ETRE* : *an talvoudoù etre* (Mat.<JM), & *hantereg /-ek\** (ad.) ; (n.) *HANTERER,-OUR* (& médiateur) m.-ion f.1 : *na pet hanterer zo etreze !* ; (entremise) *HANTEREREZH* m.-ioù ; servir d'intermédiaire *HANTERiñ* (*etreze*) ; sans intermédiaire *DIHANTEREG /-EK\** (& entremetteur/interprète *atrakour, atroper / jubenner*)

**INTERMÉDIATION** (19° < angl.) *HANTEREREZH* m.-ioù

**INTERMEZZO** (19° Mus. < it.) =

**INTERMINABLE,-MENT** (14° < bas lat. / terminare & terminus – gall *diddiwedd*) *diziwez<sup>h</sup>, 'nes termen, HIRBADUS, HIR HA PADUS* (*evel kaoz an arabadus* Ph & T) ; (hum<sup>t</sup>) *LOSTEG* (& NF) : *un oferenn lostog* (L) & *keit hag ac'hann da Vontroulez / da warc'hoazh*

**INTERMINISTÉRIEL,-LE** (20° / ministre < lat. - ie) *etre-ministred*

**INTERMISSION** (17° < lat. ; GR *spanaënn, astal*) *SPAN* m. (& *spanaenn* f.-où)

**INTERMITTENCE** (17° ; GR) *SPANADENN /-AENN* f.-où, n.vb. *SPANAAD* ; par intermittence *A-BENNADOÙ, A-DAOLADOÙ* (Prl & GR / KT *tañs (ha) tañs & a-strañs /-adoù*)

**INTERMITTENT,-E** (16° < lat. / mittere – gall *ar brydiau, irl treallach*) *SPAN & spana(d)ennet*, (en contact intermittent) *ETRE STOK HA DISTOK / STOK-DISTOK, ETRE KROG HA DISKROG, KROG-DISKROG* : *krog-diskrog gant e labour* (Ph-T & Klerg<**BH**), travail intermittent (spectacles) *oc'h ober abadennoù tañs-ha-tañs / TAÑS-TAÑS* (KT) & intermittents du spectacle (21°) *tud krog-diskrog (tele)*, & (pl.) *prantadourion* (F3 / 2003 / usu<sup>t</sup>) *an intermitanted*

**INTERMOLÉCULAIRE** (19° / gr) *etre-molekul*

**INTERMUSCULAIRE** (18° / muscl-) *etre-kigennoù*

**INTERNAT** (19°) *skol-lojañ & da lojañ* m.-ioù, un internat & *lojeiz oa e (skol) Lokorn* (Ki<RBI) ; (appr<sup>t</sup>) *PAÑSION* f.-où : *ar vuhez pañsion* ; (médecin) *micher medes<sup>s</sup>in ospital* f.-ioù

**INTERNATIONAL,-AUX,-E,-MENT** (19°) *etrebroadel / etrevroadel* : *aferioù etrevroadel* (& *etre broioù*) ; (joueur) *c'hoarier etrevroadel* ; l'Internationale (tr.1900) *an Etrevroadelenn* (f.-où)



**INTERNATIONALISATION** (19° - n.vb. - *an*) *etrebroadeliñ*  
**INTERNATIONALISER** (19° / inter - *e(n)tre*) *etrebroadelañ,-iñ*  
**INTERNATIONALISME** (19°) *etrebroadelezh f.-ioù : etrebroadelezh ar broletaerion*  
**INTERNATIONALISTE** (19°) *etrebroadelour m.-ion f.1*  
**INTERNATIONALITÉ** (19° - *an*) *etrebroadel*  
**INTERNAUTE** (fin 20° < Internet pl.) *tud Internet*  
**INTERNE** (16° < inter\ nus lat. ; GR *a zibarzh* – Mat.<JM & à l'interne) *A-ZIABARZH / DIABARZH* (ad. > /dé'bars/ Ph) : rimes internes *rimoù diabarzh & enklottenoù* ; (élève) *LOJ(I)AD* m.-*idi* f.1 (NF Logéat – var.) / *LOJOUR* m.-(*er*)ion/-*ien* f.1 & *skoliad da lojañ* m.-*idi* f.1 ; (médecin) *medes<sup>s</sup>in ospital* m.-*où*  
**INTERNÉ,-E** (pp - fam<sup>l</sup>) *SERRET / JERRET* (Prl)  
**INTERNEMENT** (19° - n.vb. : *ar*) *SERRIÑ / JERRIÑ, SPARLANÑ* (*tud - en H.P. - ospital re sod*)  
**INTERNER** (19° < inter\ nus - gall *carcharu / karc'hariñ*) *SERRiñ* (*ub – Prl & Ph ar jañdarmed, prest emaint da'm jerri'* - trad. & *daspun / troiñ ar rod*), (méton. Psy) *SPARLañ : red eo bet sparlañ anehi* (Ph)  
**INTERNET** = *war Internet* (& *war ar rouedad, ar 'Genrouedad' / Web*)  
**INTERNONCE** (16° / nuncia lat.) = *internoñs* m.-*ed*  
**INTEROCÉANIQUE** (19°) *etre morioù-bras / 'meurvorioù'*  
**INTEROCULAIRE** (19° < oculus lat.) *etre-daoulagad*  
**INTER PARES** (lat. / *etre pared & pirion*) > INTER  
**INTEROSSEUX,-SE** (17° / os) *etre 'n eskern*  
**INTERPELLATEUR,-TRICE** (16° < lat.) *GALVOUR* m.-(*er*)ion f.1  
**INTERPELLATION** (14° < lat. ; GR *soumacion*) *GALVADENN* f.-*où* (& *areizh* diatribe)  
**INTERPELLER** (14° < inter & pellare lat. / appellare & pellere ; v-br *galu & galuher*) *GALVer,-iñ* (& var. – ALBB n° 207 appeler) : interpellé par la police *galvet g'ar polis*, (verbalement) *MONT* (*da ub*) : *ha me aet dezhañ evel-se* (Ph & T<JG)  
**INTERPÉNÉTRATION** (n.vb. : *an*) *emintrañ*  
**INTERPÉNÉTRER** (20°) *em INTRañ* (& *en em*)  
**INTERPHONE** (20°) = *pellgomz diabarzh* m.-*où*  
**INTERPLANÉTAIRE** (19°) *etre-planetennoù*  
**INTERPOLATION** (18° - Mat.<JM n.vb. : *an*) *interpolañ* (& *interpoladur* m.-*ioù*)  
**INTERPOLER** (18° < polare vb lat. – Mat.<JM) = *interpolañ,-iñ*, & *etre-lakaat\**  
**INTERPOSÉ,-E** (14°) *HANTERET* (*etreze*)  
**INTERPOSER** (14° < pausa lat. / gr *παύειν* ; GR *en em lacqât etre*) *etrebazhañ* (*ud*), & (*en em*) *LAKat 'TRE* (*tud*), (s'interposer) *HANTERiñ* (*etre an eil re hag ar re all*)  
**INTERPOSITION** (12° - n.vb. : *an*) *HANTERIÑ*, & (*an*) *etrebazhiñ* ('*tre daou dra*)  
**INTERPRÉTABLE** (14° *hag*) *a c'haller jubenniñ*  
**INTERPRÉTANT,-E** (part.prés.) *JUBENNER* m.-*ien* f.1  
**INTERPRÉTARIAT** (19° - dér.) *micher jubenniñ* (f.-*ioù*)  
**INTERPRÉTATIF,-VE** (18°) *JUBENN*  
**INTERPRÉTATION** (12°<lat.) *JUBENNEREZH* m.-*ioù*, (rôle) *DISPLEGEREZH* m. & n.vb. ; (Mat.<JM : *an*) *interpretiñ* (& *-adur* m.-*ioù*) ; fausse interprétation (*un*) *DROUGINTENT*  
**INTERPRÈTE** (14° < lat. - ie vb *fragen* all., sanskr prach interroger ; GR *jubenn & latiner, disclæryer*) *JUBENN* f.-*ed* (& sens m. GR trad.) : avec interprète *dre jubenn*, (parf.) *DISKLÉRIER* / (Th.) *DISPLEGER,-OUR* m.-*ion* f.1 : *displegerien Malmanche*, (latin) *latiner* m.-*ion* (NF Latimier)  
**INTERPRÉTER** (12° < interpretari lat. ; GR *disclærya, jubenni* – Mat.<JM & popul<sup>l</sup>) *INTERPRETañ,-iñ* : *interpretet-kaer*, (interpréter une chanson) *LEUSKEL kanaouenn* (Pll<PM = LR *kana° kanaouenn*), (traduire) *JUBENNiñ* : *jubenniñ e gomzoù* ; (préc<sup>t</sup> expliquer) *DISKLÉRIAñ* (*ar skriturioù* GR), (rôle) *DISPLEGañ* (*ar Pevar mab Emon*), (exécuter – Mus.<PH) *EMBREGiñ / SON* (*ud*) ; mal interpréter (mal comprendre) *DROUGINTENT, DROUKKEMER* (*pezh a glever*)  
**INTERPRÉTEUR,-TRICE** (appr<sup>l</sup>) *JUBENNOUR* m.-*ien* f.1  
**INTERPROFESSIONNEL,-LE** (20° - calq.) *etre-micher*(*el*)

**INTERQUARTIL,-E** (Mat.<JM) = *interkwartil*

**INTERRACIAL,-AUX,-E** (20° < race ? germ. . v-br *coguenou*) *kevouenn*, & *etre-gouennou*

**INTERRANG** (Agric. & bineuse inter-rang Go<KC biner l'interrang) *DIFOURKañ / RENKAJOU*

**INTERRÉGIONAL,-AUX,-E** (20°) *etre-rannvroioù (bed > rannvedoù)*

**INTERRÈGNE** (14° < lat. - ie ; GR *e-pad an entre-ren & etretant-roue*) = *entre-ren m.-où*

**INTERROGAT** (Droit – m-br vb, GR *enteroch*, *goulenn-ou*) *INTROJ m.-où* (Pll<PM)

**INTERROGATEUR,-TRICE** (16° agentif ; GR *un enterroger bras*) = *INTROJER m.-ien f.1*, (dér.) *GOULENNATAER m.-ien f.1* (& W *atersour*), (ad. – *selloù*) *goulenmus*

**INTERROGATIF,-TIVE,-MENT** (15° - gall *gofynnol / Gramm.*) *GOULENNATA : gerioù goulenmata (& adverbou goulenmata) ; (ad.) introjus*

**INTERROGATION** (13° < lat.-io = C. & GR *un interogacionicq verr*) = *INTROGASION f.-où* (*ar skol – Ph*), (*ur*) *GOULENNOÙ & goulennidigezh f.-ioù* (W *atersadenn*) ; point *pik goulen(ata)*

**INTERROGATOIRE** (14° < lat. ; GR *enterogator-you : le subir souff an enterrogator* Inquisition – n.vb. *ur*) *GOULENNATA : e-pad ar goulenmata / introjiñ (& aters question, enklask enquête)*

**INTERROGER** (14° < rogare lat. - ie gr *ô-péγω*, rij sanskr. (s'é)tendre vers, désirer ; irl *ceistaigh /c'es'ti:/ to question ; C. interrogaff*, GR *eñtorogi*, *interogeïñ* & L 1900 *beza interroget var eur sujet bennac*) = *INTROJiñ : i(n)trojet 'm eus Per* (Pll<PM – en petit curieux / *KURIUZ(ENN)iñ*) ; (demander) *GOULENN g' (ub) / GOULENNATA* (itératif /-ata cf. W *aters(iñ)* questionner, *diennañ* cuisiner & *keusteuenniñ ub / kistioniñ*) ; moi, je m'interroge *me zo 'kas goût hag-eñ* (Ph & W *me chal ha / E c'hwistim ?*) & il y a lieu de s'interroger pour savoir s'il vient demain *da ouiet maz ay 'benn arc'hoazh* (Kist.W<MN / Ph *lec'h 've da gas goût hag-eñ 'tey*)

**INTERROI** (Antiq. – Rome / roi) *entre-roue (m.-ed /-rouanez)*

**INTERROMPRE** (16° < lat. / rumpere ; GR *monet var gomps un all - & s'interrompre*) *ARSAV : dâet d'arsav* (W), *LAK' SAV war* (& s'interrompre) *CHOM A-SAV ; (& rompre) TORRiñ / TERRIÑ* (base *TORR*) : interrompre votre journée (*dont*) *da dorriñ ho tevezh*, & si le vent ne s'interrompt *ma ne dorr ket an avel*, quand la souffrance s'interrompra *pa dorro ar boan* ; (q<sup>un</sup>) *MONT WAR GOMZ (ub & troc'hañ e gomz / troc'ho kôj ub* Prl & usu<sup>1</sup> Ph *dihanañ / ehanañ* cesser, *paouez, tevel*) ; dormir d'un sommeil interrompu *drailhkousket* (Ki<AH)

**INTERRUPTEUR,-TRICE** (16° électr. : bouton) *BONTON m.-ioù* (Ph), & *lazher-gouloù* (TES / *la'h ar gouloù* éteins ! & *la'her tud* Ph assassin) *m.-ion-gouloù* ; (pers. appr.) *TORR-PENN m. / (qui interromp) arsaver m.-ion f.1*

**INTERRUPTIF,-VE** (19° / ad. - W) *ARSAV*

**INTERRUPTION** (14° < lat. / ruptus > route – gall *rhwystr*) *ARSAV m.-ioù : he(m)b arsav* (W), *DISKROG m.-où : un diskrog labour*, (parf.) *TORR m. (Diwan) ; (interruption de parole) TAV m. : war-lerc'h un taw<sup>e</sup>, ober un tav / tévet*, (& un silence) *TAVADENN f.-où* (& *dihan / ehan, paouez*), sans interruption (T<JG *ahano<sup>o</sup> neuze*) *PENN-DA-BENN*

**INTERSAISON** (20° - usu<sup>1</sup> adv. / an) *HANŦV-GOANŦV m.-ioù /-ioù*

**INTERSECTÉ,-E** (sect- < lat.-gr - ie - ud) *TROC'H-DIDROC'HET / TROC'H-DIDROC'H* (ad.)

**INTERSECTION** (17° < secare vb lat. – de branches) *SKALF m.-où : betek skalf ar wezenn* (Ph / *gaol*) & (Mat.<JM) = *interseksion f.-où* ; (intersection de routes, rues) *HENT-KROAS m.-où,-chou* (& croisement *kroashent / NL Pll Kroas Hent Menez Big, Kroas Hent Mari Jaffre / Jawr...*)

**INTERSESSION** (19° / vb sedere - ie \*sed) *etre-dalc'h m.-où*

**INTERSEXUALITÉ** (20°) *etre-reizhoù /-elezh f.-ioù*

**INTERSEXUÉ,-E** (20° < sexe & sect-) *etre-reizhet /-seksuet*

**INTERSIDÉRAL,-AUX,-E** (19° < sideris lat.) *etre-ster(ed)*

**INTERSIGNE** (20° < lat. médiéval & signum) *SINAD m.-où : gwelet sinadoù*, (parf.) *KELOÙ : keloù 'noe bet* (Ki & cf. NL Mar. Ki), *SEBLANT m.-où,-chou* (Ph-T & Prl / Groix *assaver* revenant, *skwer* prémonition > *skwel*, & pl. T *skwirio'*, *spurmant* apparition & *traou spont – A. Le Braz*)

**INTERSTELLAIRE** (19° / stella lat. - ie & s(t)ir celt.) *etre-stered /-steredegi*

**INTERSTICE** (16° < lat. ; v-br *scar-* - ie & sens div.) *SKAR m.-ioù /-igoù : au plafond skar ar sol* (Ph & *gwask an daol / moger, g(w)rem ar vag / boulc'h – gall.*)

**INTERSTITIEL,-LE** (19° - ad. / n. - \*sker) *SKAR(IG) /-ENNET*

**INTERSUBJECTIF,-VE** (20° / sub- & jacta lat. / *sujed-ou*) = *inter-subjektivel*

**INTERSYNDICAL,-AUX,-E** (20° / gr) *etre-sindikad* & (une) *bodad etre-sindikajoù* (m.-où)

**INTERTEXTUALITÉ** (20°) *etre-test m.-enn-ou* / coll. (& cf. Diwan *kendave* coll.-enn-ou)

**INTERTEXTUEL,-LE** (20°) *etre-test(ennou)* / *kendestenn* (contexte - syn.)

**INTERTIDAL,-AUX,-E** (& intercotidal < *tide* angl. / all. *Zeit & time*) *etre-trec'h-ha-lanv\** (var.) / *TRE-HA-LANO*° var. *ETRE CHAL HA DICHAL*

**INTERTITRE** (20°) *etre-titl m.-ou* (Diwan)

**INTERTROPICAL,-AUX,-E** (19°) *etre-trovanou*

**INTERURBAIN,-E** (19° < urbs lat. - *telefon*) *etre-kêriadou* / *-trevoù* (NL *Trevou, an Treou...*)

**INTERVALLE** (13° < vallus lat. - *pieu* / tres valles gl V 5° trinanto gaul.-celt. ; v-br *entrmed* LF 161 & GR *enterval-ou, hed, a bennadou, a royadou* – entre table & mur) *GWASK* f.-où : *gwask an daol* (Y.Gow & Ph, NL *ar Wask* Pll-Skr le Goasq, carrière du Goasq), (Mat.<JM) = *interval m.-ou* : intervalle de confiance *interval fiziañs* ; (temps) *KEID* / *KEHED* m. : *ar c'heid-se / keit-se*, (parf.) *KOULZAD* / *KOURSAD, ROIAD(IG)* m.-où (Big.<MR dim.) ; par intervalles *a-goulzadoù* (& Ph-T *a-grogadoù* / *a-frapadoù*, Prl *a-daoladoù*, T *a-lajadoù*)

**INTERVENANT,-E** (17°) *KOMZOUR* m.-(*er*)ion f.1

**INTERVENIR** (14° < inter & venire lat. ; GR *donet (tredeocq), digouezout*) *DEGOUEZHout\** : lorsque cela est intervenu *pa oa degouezhet an dra-se* ; (intercéder / intermédiaire) *HANTERañ,-iñ* (*evit sikour ub*), & *klask e du* ; (oralement) *KOMZ* (*en un diviz*)

**INTERVENTION** (14° < lat.) *HANTEROURANÑS* f.-où : *dre o hanterourañs* (& *hanterouraj* / *hantererezh* médiation) ; sans l'intervention de *PANEVE* / *KE NEVE* (*ub, d'ub*) ; intervention divine *dorn Doue* (1940<LH)

**INTERVENTIONNISME** (19° - appr<sup>l</sup>) *hanterouriezh* f.-où

**INTERVENTIONNISTE** (19° / médiateur) = *hanterour* m.-ion f.1

**INTERVERSION** (16° < vertere lat. - ie) *CHANÑCH PENN* (*da ud*) / *PENN-OUZH-PENN*

**INTERVERTÉBRAL,-AUX,-E** (18° < vertere) *etre-melloù* / *MELL-DIVELL* (Ph & NF Mell)

**INTERVERTIR** (16° < lat.) *CHANÑCH PENN* : *chanñch penn d'ar fedoù* (& *eilpennañ* inverser)

**INTERVIEW** (19° < angl. < *view* & entrevue) *PENNAD-KOMZ* (*g'ub*) m.-où (& *troc'h-kont, frapad komz & kendiviz / emziviz*)

**INTERVIEWER** (19°) = *an dud interviewet & ober ur pennad-komz* (*g'ub*)

**INTERVIEWE(U)R,-SE** (20°) *saver pennad-komz* m.-ien f.1

**INTERVOCALIQUE** (19° < vocal, vox - ie) *etre-vogalennoù*

**INTERZONE(S** – Sport < it. / gr ζώνη, ceinture & vb sanskr. *junāmi*, joindre < *ju*) *etre-takadoù*

**INTESTAT** (13° < lat. & ab intestat ; GR *hep testament*) =

**INTESTIN,-E** (14° < *intestinum* lat. / *intus* ; C. *Coudet* = *courag* & GR *a ziabarz / parth* - v-br) : guerres intestines *brezeligoù a ziabarzh* & (m.) *en e gaouded* ; l'intestin (& pl. - GR *ar bouzellou o deus seiz gueaich hed an den pe hervez Hipocratès tryzecq ilinad*) *BOUZELLENN* f. (pl.) *BOUZELLOÙ* > *BOUELLOU, BOLLOW* : l'intestin grêle et le gros intestin *ar vouzellenn voan hag ar vouzellenn dew<sup>e</sup>* ; parasites de l'intestin (vers intestinaux) *KEST* coll.-enn-ou (Ph-Prl / *lenkern*) ; intestins bloqués (trad<sup>l</sup>) *TAN-NOZ* m.-ioù-

**INTESTINAL,-AUX,-E** (15° - v-br, GR *qest*) : maladie intestinale *droug bouzellou* (*bo'llou* - W) ; vers intestinaux *KEST* coll.-enn-ou

**INTI** (20° < ketchua *heol* – monnaie Pérou / l'Inca > *an Inka*) =

**INTIFADA** (انتفاضة) *al-intifada* : révolte des pierres < soulèvement = *emsavadeg*) = *an eil Intifada* (*Palestinianed...* / T<JG) *MEINADEG* f.-où /-ier

**INTIMATION** (14° Droit ; GR & *espled-ou*) *intimas<sup>s</sup>ion* f.-où (& *espled* exploit – d'huissier)

**INTIME,-MENT** (14° < superl. / interior lat. ; gaul.-celt. *nessamon* superl.Acc, v-br, C., gall *nes* ; GR *mignoun ar galoun*) *NES* : *e nes<sup>s</sup>añ mignon*, *NES-KAR* (*din*) ad. & m. (pl.)-kerent : *nes<sup>s</sup>oc'h-kar oa dezhañ, e nes<sup>s</sup>añ-kar* (& *kar-nes* familier Ph *pellgar, pellgerent / tostkar, kar-tost*) & intimement *en don don(n)añ, & gant ma c'hwekañ gourc'hemennou / soñjoù* (mes pensées les plus intimes)

**INTIMÉ,-E** (15° Droit – GR) *intimet*

**INTIMER** (14° < lat. / *intimus* ; C. *intimaff*, GR *intima*) = *intimañ,-iñ* (*ud da ub*)

**INTIMIDABLE** (19° - *hag*) *a c'haller abafiñ*  
**INTIMIDANT,-E** (19°) *ABAFUS* (& *abafaus*)  
**INTIMIDATEUR,-TRICE** *ABAFER* m.-ien f.1  
**INTIMIDATION** (16°) *abafamant* m.-où & n.vb.  
**INTIMIDÉ,-E** (ad. / pp) *ABAF* / *ABAFET*, *MEZHENNEK\**, (*ub*) *WAR E LENT* (& timoré)  
**INTIMIDER** (16° < lat. & timidus vb timeo ; GR *ober aoun* / gall *brawychu*) *ABAFiñ* : *chomet* 'oan *abafet* (Ph j'en restai intimidé / Prl *abaou<sup>h</sup>ein*), (rendre davantage timide) *ABAFAt\** vb 2, (parf. - syn.) *LENTañ* / *LENTAat\**, *MEZHañ,-iñ* (*ub*)  
**INTIMISME** (20°) = *an intimism* m.-où  
**INTIMISTE** (19°) = *intimist* m.-ed f.1  
**INTIMITÉ** (17° < lat. / in\tus - ie & tas sanskr. ; C. *nesaffded* & gall *nesnes*) *NESTED* f. : l'intimité de ses parents *nested e dud*, & *o nested*, (être) dans son intimité *nes-nes* (*da ub - ema-*), (de son cœur) *e don don(n)añ* (*e galon, e ene, en e askre, en e gaouded, en e greiz / e greizon*)  
**INTITULÉ,-E** (GR *atitr* m.-où) : *ul levr, e ditl...*  
**INTITULER** (13° < lat. / titulum ; GR *atitra*) *TITLañ,-iñ*  
**INTOLÉRABLE** (13° < lat. / vb ; GR *ne aller qet da c'houzâv - ha*) *n'oufed tolerañ* / *ANDUR*, *GOUZANñV* (& *dic'houzañvus*), *FALL-DU* (appr. Ph)  
**INTOLÉRANCE** (16° - appr.) *DISHEGAR* m. (T), & (n. vb : *an*) *dic'houzañv*  
**INTOLÉRANT,-E** (17° part.prés. vb tolerare & tolere - ie gr *ταλᾶν* supporter, thulan goth. & salskr. tul prendre, enlever & *tulâ* balance / talent - Littré) *DISHEGAR*, & (appr<sup>t</sup>) *dic'houzañv* ; (pers.) *EIZIG* / *-IK\** ad. & m. : *hennezh so eidig !* (var. Ku)  
**INTONATION** (14° < lat. - ie ton) *TON-MOUEZH* m.-ioù, (de q.chose - n.vb. : *an*) *TONIÑ* (*ud*)  
**INTOUCHABLE** (16° < *zuchôn* germ. / tac\tus lat. - *ha*) *n'oufed touch* / *didouch*, (appr<sup>t</sup> sens fig.) *DIVORC'HED* (*-KAER*) ; (*paria - appr<sup>t</sup> < gaul.-celt. cactus / captus lat.*) *KAEZH* m.-ed & *keizh* f.1 : *e renk ar geizh*  
**INTOX** (arg. < TV / toxicus > *to<sup>u</sup>s<sup>e</sup>g !*) *faos-keloù* / *-to<sup>u</sup>s<sup>e</sup>g*, *GAOUIER* pl. (& NF / agentif)  
**INTOXICANT,-E** (C. *piftri = benim*) *PISTRI*  
**INTOXICATION** (19° - n.vb. : *ar*) *PISTRIANñ*  
**INTOXIQUER** (19° < lat med. < gr *τοξικός* *toxicos* poison - à flèche / *τόξον* *toxon* - arc) *PISTRIANñ,-iñ* (& (*am*)*poezoniñ* / *pusuniñ* & *kontammiñ*)  
**INTRA-** (lat. - ie / inter-) = *intra-* (& *e-barzh...*)  
**INTRA-ATOMIQUE** (20°) = *intra-atomik*  
**INTRACARDIAQUE** (Med.) *e-barzh ar galon*  
**INTRACELLULAIRE** (19°) *e-barzh ar gellig*  
**INTRACRÂNIEN,-NE** (Med.) *e-barzh ar c'hlopenn*  
**INTRADA** (égl. < angl. / lat. - gall *yntredu*) *antre* f.-où  
**INTRADERMIQUE** (Med. / gr *δέρμα* - ie & derti gaul.-celt.) *e-barzh tonn ar c'hroc'hen*  
**INTRADOS** (17° Techn. < *intra* & *dos* - *cebenna* celt. > Cévennes) *KEINBANN* m.-où  
**INTRADUISIBLE** (17° / vb *tra\ducere - ha*) *n'oufed (dis)troiñ* ; (en breton) *DIVREZHONEG*  
**INTRAITABLE** (15° / 16° < *tract-atus* lat. ; m-br 16° *S.Nonn - Euit loezn du me so cruel* ; GR *amgestr, dig<sup>u</sup>empenn, dishegarar* - NF Le Garff) *GARW<sup>e</sup>*, *STARD-MAT* / *KRUEL* (*ouzh ub / evit...*), (le rester - *chom*) *DIFLACH* Ph T & (enfant, pers. - *ha nend eus ket*) *tu vat erbet dehoñ* (W<GH) ; il devient plus intraitable *krog eo da c'harvaad<sup>o</sup>* (T<JG & *amjestr, dizoñv*)  
**INTRAMOLÉCULAIRE** *e-barzh ar molekul*  
**INTRA-MUROS** (19° lat. / *murus - gallicus*) = *E-BARZH KÊR* (*Sant-Malo, Konk-Kerne...*)  
**INTRAMUSCULAIRE** (*musculus* lat. - ie gr *μῦς* *mûs* / *mouse* angl.) *e-barzh ar c'higennoù*  
**INTRANET** (fin 20° / Inter\net) = *Intranet ar stal*  
**INTRANSIGEANCE** (19° < *trans* & *agere* lat. - n.vb. : *an*) *DIBLEGINñ*  
**INTRANSIGEANT,-E** (19° < esp. : *unan*) *DIBLEG* (& *diblegus* inflexible)  
**INTRANSITIF,-VE,-MENT** (17° < lat. Gram. : *trans* & vb *ire* / aller - gall *cyflawn* : *kevleun*) *didre* (*transitif verb tre*)  
**INTRANSITIVITÉ** (dér. / NL) *didre* (m.)

**INTRANSMISSIBLE** (trans & mittere lat. - *ha*) *n'haller ket treuskas<sup>s</sup> & treuslat- / lak...*

**INTRANSPORTABLE** (18° < portus lat. - *ie* - cf. C. *Dezoe* / *a-zoug*) *DIZOUG*

**INTRANUAGEUX,-SE** (rare / nuage, nue < nubes lat. / nimbus - *ie* \*néb<sup>hos</sup> gr νέφος, nephos, all. Nebel, russe & nem-eton celt.) : électricité intra. (Wu<Drean) *BROGON* (*toemnder*) coll.-*enn-où* (Ph *dared & taraned* Li<YR – NALBB n° 152-3 éclairs de chaleur dit 'épars' en gallo, & fulgurations Ph *dared zo luc'hed hep trouz*)

**INTRANUCLÉAIRE** (19° < nucleus) *intranukleel*

**INTRA-UTÉRIN,-E** (Med. < uterus) *e-barzh ar mammoù*

**INTRAVEINEUX,-SE** (19° < vena) *e-barzh ar gwazhioù, & pikurenn e-barzh ar gwazhioù f.-où*

**INTRÉPIDE,-MENT** (15° < trepidus lat. & vb *trepere* – v-br & gall *dewr, glew* NF & Glemarrec ; GR *disauzan*) *DISAOUZAN, DISPOURON* (& *Paotred dispont / Dispount, dizouj-kaer*) : (personne < chevreuil – gaul.-celt. *iorcos*) *YO(U)RC'H* m.-*ed* f.1

**INTRÉPIDITÉ** (17° ; GR *hardizeg<sup>ez</sup>*) *DISAOUZAN, DISPOURON* m.(-*où*)

**INTRICATION** (13° < lat.) *REUSTLEREZH* m.-*ioù* / *ROUESTL-* (m.)

**INTRIGANT,-E** (16° < it. ; GR *fourr e fry*) *ITRIKER,-OUR* m.-*ion* f.1

**INTRIGUE** (16° < it. *intriga*) *ITRIK* m.-*où* : *itrikoù tout !* (T) & (Prl) *trikamardaj* m.-*où* (& *ribouloù ub, trokellerezh*)

**INTRIGUER** (16° < it. / *intricare* lat. & *tricæ* embarras) *ITRIKañ,-iñ*, (q<sup>un</sup>) *LAKat\* DIAES* : *laket on bet diaes ganti* (Ph elle nous intrigue), (parf.) *ENKREZañ,-iñ*, (& enquiquiner) *KILHENNiñ, TRIKAMARDiñ* (Prl & *rikamardenniñ, trokellat*)

**INTRINSÈQUE,-MENT** (14° < intra & secus lat. – Mat.<JM) = *intrinsek* & (adv.) *end-intrinsek*, (appr. – m.) *ANEZHAÑ E-<sup>H</sup>UNAN* (KW *e-gunan / a-ziabarzh*)

**INTRIQUER** (15° < lat. – var.) *REUSTLañ,-iñ*

**INTRO** (lat. & cf. ALBB n° 152 – E : (*i*)GOR) =

**INTRODUCTEUR,-TRICE** (16° < bas lat. ; GR *cunduer / cundui*) *DEGAS<sup>S</sup>ER,-OUR* m.-*ion* f.1 : de la pomme de terre *degas<sup>s</sup>er ar pato* (cf. Lu / fin 18° *eskob ar patates*) ; (appr<sup>t</sup> père) *TAD* m.-*où* : *tad ar brezhoneg*

**INTRODUCTIF,-VE** (16° - *pennad*) *DIGORIÑ / INTRUDU(iñ)*

**INTRODUCTION** (13° < lat. & C. – de q.ch.) *DEGAS<sup>S</sup>ADUR* m.-*ioù* & n.vb. ; (écrite, orale) *DIGORADUR* m.-*ioù* & *pennad-digeriñ* m.-*où-*, (de q<sup>un</sup>) *DIGOROU* pl. : *ober un tamm digorou* (Ph & *digorañs* présentations / de l'initiative - Go<SL *dizintrudu / déverbal*) *INTRUDU*

**INTRODUIRE** (13° < intro & ducere lat. ; C. *introduaff* – q.part) *DEGAS<sup>S</sup>* (*ub, ud*) : c'est toi qui les a introduits ici *te an heni en deus degas<sup>s</sup>et anehe<sup>e</sup> amañ*, (dans) *FOURRañ,-iñ, PLANTAñ,-iñ, LAKad<sup>e</sup>* 'BARZH : *plantañ ul loa e-barzh e veg, DIGORIñ* (*un afer*), *SILAñ,-iñ* : *silañ brezhoneg er skol, & introduiñ* (cf. Go *intrudu*) ; (s') *EN EM LAERezh E-BARZH* (*ti ub*) ; (q<sup>un</sup> à l'église *ilizañ*)

**INTRODUIT,-E** (ad. & très introduit chez q<sup>un</sup>) *DIGOR TI* (*ub da unan all...*) / *INTRUDU*

**INTROIBO** (lat. / messe lat. – titre J.Riou) =

**INTROÏT** (lat. / messe ; GR *an introitè*) =

**INTROMISSION** (16° n.vb / mittere) *PLANTAÑ E-BARZH* (*ud & (ar) fourrañ, sankañ, sikañ*)

**INTRONISATION** (14° < trône - n.vb. : *an*) *TRONIÑ*

**INTRONISER** (13° < lat.-gr θρόνος) *TRONañ, -iñ* (*ub*)

**INTROSPECTIF,-VE** (19° / gr σκέπτομαι) *imbroudus*

**INTROSPECTION** (19° / spect- *un*) *imbroud-spered* m.-*où*

**INTROUVABLE** (17° < trouver - appr<sup>t</sup>) *DIBAOT(-KAER)* : *ul levr dibaot & (ha) n'oufed kavout / 'digavadus'* ; chose introuvable (*ar paotr kozh zo*) *en e goazez warnañ* (Go<FP / Ph) il y a parfois des objets personnels introuvables *a-wechoù 'azev 'n nen war e spered !*

**INTROVERSION** (20° - appr<sup>t</sup>) *diseblanted* f. & (n.vb.: *an*) *hurus<sup>s</sup>enniñ*

**INTROVERTI,-E** (20° / vertere - *unan*) *DISEBLANT(-KAER)* : *re diseblant oa* (Ph), (métonymie Are<GL) *HURUS<sup>S</sup>ENN* (f.)-*ed* : *map-kast hurusenn !, EN E DORTOU* (& *penneg* / Prl *e-gunanig*)

**INTRUS,-E** (14° < lat. médiéval ecces. < intro/trudere) = *INTRU* (m.) : *beleg intru* (constitutionnel / *person touer*), (*N*)*OSTANT* m.-*ed* : *piw eo an nostant-se ?*

**INTRUSION** (14° < lat. / vb – *an*) *emlaerezh* (*e-barzh*)

**INTUBATION** (20° < angl. / tube – n.vb.) *KORZENNIÑ*  
**INTUITIF,-VE,-MENT** (15° < lat.) *dre sant, (unan hag) a sant (diouzh an traoù)*  
**INTUITION** (16° < lat. scolastique - in & tueri - voir ; gaul.-celt. sentu - ie) *santadenn f.-où (Diwan), santadur m.-ioù & n.vb., avoir de l'intuition santout diouzh an traoù...*  
**INTUITIONNISME** (20°) =-ism m.-où  
**INTUITIONNISTE** (20°) =-ist m.-ed f.1  
**INTUITU PERSONÆ** (eu égard à la personne - Droit) =  
**INTUMESCENCE** (17° / tumere) *AROUEZ (ar jod) coll.*  
**INTUMESCENT,-E** (Ph - appr<sup>t</sup>) *AROUEZET (he zezh...)*  
**INUIT** (anc<sup>t</sup> - péjor. / viande crue - Esquimau *Eskimo*) = *Inuit m.-ed f.1*  
**INUKTITUT** (lang. - Inuits) =  
**INULINE** = (*Inulin* – YG)  
**INUSABLE** (19° / user – *koad ivin*) *IM(M)ANKAPL\** (TK<RKB), (*bragoù, & danvez*) *POTOP* (Ph < peau de taupe / *tok blew goz & mole\skin* angl. > *moleskine & molesquine* id.)  
**INUSITÉ,-E** (15°) *DIZIMPLIJET, & ne ve' ket implijet - ar pos-se... (ba Poullaouen !)*  
**INUSUEL,-LE** (18° usualis < usus & GR) *DIGUSTUM, & ha n'eo ket kustum / boas...*  
**IN UTERO** (& uterus - lat.) =  
**INUTILE,-MENT** (14° < lat. - vb uti pp usus ; m-br *diauanc*, GR *didalvoud,-ecq, didalvez*) *DIDALVOUD* ad. & m. : *ne vo ket didalvoud, (parf. - syn.) DIAVAÑS : diavañs mont (Are<GG) & inutul (trad.), il est inutile (vain L) aner eo (deoc'h), arabad eo (deoc'h), n'eo ket / ne vo ket daw (dont / pennfollañ), ne dalv ket ar boan (deoc'h), n'eo ket 'boan (ober), n'eo ket un avañs (deoc'h) ; courir inutilement redeg ar c'had & course, tournée... inutile tro c'houllo, tro-wenn (T<JG-Ph), travail inutile treiñ mein da sec'hañ (T<JG) & inutile de les réparer (filets) pec'hed dresañ anezo, totalement inutile evel skeiñ piz gant kastell an Taro (T<JG) ; bouche inutile & fig. KOLL-BARA / KOLL-BOUED (T<JG-Ph & noms de chiens / NF Pg Colcanap...)*  
**INUTILISABLE** (19° - *traoù ha*) *n'oufed implij, (appr<sup>t</sup>) KONDAONET : rouejoù kondaonet ; (véhicule après accident) BRAEET / BRE<sup>w</sup>ET (he mobilet), (produit - ex. / farine bleud) DINERZH*  
**INUTILISÉ,-E** (19° & pp inusité < usus lat. / Diuset NF) *DIZIMPLIJ /-ET / DIUZ\**  
**INUTILITÉ** (14° < lat. ; GR *didalvoudeg<sup>u</sup>ez*) *DIDALVOUDEGEZH f.-ioù : didalvoudegezh o buhez ; (chose) DISTERACH m.-où (& turubailhoù)*  
**INVAGINATION** (18° < vagina lat. / NL Go - n.vb. : ar) *GOUINIÑ*  
**INVAGINER** (19° Med. – s'invaginer < vagina lat.) *GOUINañ,-iñ*  
**INVAINCUI,-E** (15° ad./pp) *DIDRECH /-ET*  
**INVALIDANT,-E** (20° - v-br-gall *nam*) *NAMM*  
**INVALIDATION** (17°) *nuliadur m.-ioù & n.vb.*  
**INVALIDE** (16° < lat. < validus, vb valere ; GR *didalvez, divalo – arri*) *DIVALO° (T / DIVALAV\* : paotr kozh divalo), NAMMET, TOC'H(IG) ad. & m.-ed (NF), (euphémisme / nourrisson) MAGADELL f.-ed ; (Droit) DIDALVEZ & nuliet (T<JG amparfal & ampifur / ampustur Ph)*  
**INVALIDER** (15° Droit / validus & vb) *NULiañ,-iñ : nuliet ar vot ; (q<sup>mn</sup>) NAMMañ,-iñ (ub)*  
**INVALIDITÉ** (16° < lat. & vb valere ; GR *didalvoudeg<sup>u</sup>ez un acta – Dr*) *NULENTEZ f.-où / didalvoudegezh (inutilité) ; (Med.) NAMM m.-où : abalamour d'he namm*  
**INVAR** (marq. < apocope /-variable) =  
**INVARIABILITÉ** (17°) *DIGEMM m.-où*  
**INVARIABLE,-MENT** (14° < varius & vb variare) *DIGEMM (-KAER / KEMM-DIGEMM), (Pll<PM - adv. - usu<sup>t</sup>) EVEL KIS-HA-KUSTUM : pourmen e gi evel kis-ha-kustum*  
**INVARIANCE** (20° - Mat.<JM) = *invariañs f.-où*  
**INVARIANT** (19° part.prés. - Mat.<JM) = *invariant*  
**INVASIF,-E** (18° < vadere / va - usu<sup>t</sup> Ph) *MAC'HOM*  
**INVASION** (12° < bas lat. - vb in\vadere / va... ; GR *mahomerez*) *MAC'HOMEREZH m.-ioù (& mac'homadenn - un - envahissement / (mil) mac'homet Ph), (armée) ALOUBADEG f.-où & 2 / ALOUBEREZH m. (& Prl arloup / loup) ; (de q.ch.) LASTRE m.-où & n.vb. (Ph lastred / lastez), (n.vb. - an) ENKOMPIO (leurioù gant louzoù fall), invasion de végétation : ur skoulad sklaerig*

(Pll & Pll<PM *skoulad alc'hwejenn* - invasion de ravenelle etc. / *skoulad* vague de (neige), & *Ku skoulfad ar goukoug, lanwad* flux de varech, & *gourleniad bezhin / koad peñse*)

**INVECTIF,-VE** (15° < in & vehere vb / véhément, véhicule - Littré / Quadriloge inv.) *laet*

**INVECTIVE** (15° < lat. ; GR *comps depitus, dichecq*) *LAETADENN* f.-où (& *laed* m.-où)

**INVECTIVER** (16° - lat. / vehere) *LAETAat\** (Wi & *laediñ*), (métonymie : aboyer) *HARZHal* (*war ub*), (s'invectiver) *EN EM VEGETat* (Prl)

**INVENDABLE** (18° / vendre lat. & vénal) *DIWERZH* : *traoù diwerzh*

**INVENDU,-E** (18° pp) *DIWERZHET* & *invendus traoù diwerzh*

**INVENTAIRE** (14° < vb lat. ; GR *inventor-you* – de biens dit 'rainable' 22) *RENABL* m.-où : *pa oa bet graet ar renabl*, (revue des biens avant mariage) *GWELADENN* f.-où (& *gwel* /-adell, -edenn) : *deuet d'ober gweladenn du-mañ* ; (des Églises) *IÑVANTOR* m.-ioù : *da vare an Iñvantor*

**INVENTER** (15° < in & venire lat. ; GR *inventi, feinta / fiñcha*) *IJINañ,-iñ, INVANÑTiñ* : *gouest d'iñvantiñ traoù* (Ph & *ar vosenn* T<JG) & capable d'inventer (n'importe quoi) *mad da supozi°* (T<JG), (appr') *SEVEL* (base *SAV-*) : *ur gaoz savet, anvioù savet dehe* (Wi<FL) & inventer l'eau chaude / le fil à couper le beurre *tuchant e vo graet ar pevar c'horn ag ar Bretagne dehoñ* (W<FL), il n'a pas inventé la poudre *ganet oa d'ar sadorn da noz* (*war-lerc'h ar c'hrampouezh / teuc'h & empentiñ, faltaziñ, fentañ, livañ / troadañ gevier*), il ne sait plus quoi inventer (JCM) *ne oar ket ken e peseurt toull lammat*

« **INVENT(E)RIE** » (gallo / menterie & oc - esp. *mentira*) *invanterezh* m.-ioù

**INVENTEUR,-TRICE** (15° < agentif lat. ; GR *inventor* m.-ed) *IJINER* (& *ijinour* ingénieur), *IÑVANTER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1 (& *iñvantour* gaouier W<Drean)

**INVENTIF,-VE** (15° < lat. ; GR *igignus, inventus*) *ijinus, iñvantus* (& T<JG *itrik ganto*)

**INVENTION** (13° < lat.-io / venire ; GR *inventadurez, igin da inventi* & l'Invention de la Sainte-Croix *gouel ar groaz / gouel Christ e maë* – une invention) *IJINADENN* f.-où, (de l'invention) *IJINADUR* m.-ioù (cf. *IJIN* engin, génie, imagination) ; (péjor') *BOULC'H* m.-où & coll.-enn-où : *ne gredan ket a voulc'hennoù ar sort-se !* (T<JG / *pourc'h-enn-où & kavadenn*)

**INVENTIVITÉ** (20°) *iñvantadurezh* f.-ioù

**INVENTORIAGE** (n.vb. : ar) *RENABLIÑ*

**INVENTORIER** (14° < lat. / inventaire ; GR *inventorya*) *RENABLIñ* (*douaroù hag oustilloù* – Ph), (parf.) *IÑVANTORIAñ,-iñ* ; biens inventoriés (Go<FP) *an istimas<sup>s</sup>ion*

**INVERIFIABLE** (19° < verus lat. & ie - ha) *n'oufed gwiriañ*, (appr.) *GWIR PE GAOU !*

**INVERNESS** (NL Écosse < gaelique *inbhir-nis* < *in-ber-* = aber br-gall. NL & NR Ness)

**INVERSABLE** (17° / vb in\vertere) *EILPENN, TU 'N ESKEMM*

**INVERSE,-MENT** (17° < lat *inversus* - in & versus / envers ; v-br-gall *enep in enep*, v-irl *enech* face) *AR-ENEB*, (n.) *TU-ENEP* & *an tu'r eneb / àr-enep* (Ph *tu-gin* envers & *tu-kontrel* sens contraire / Prl *àr e amdu, en amgin & tu 'n eskemm, & ar-c'henoù*) ; (Mat.<JM) = *elfennoù invers, figurennoù invers, & an invers eus 2* & (adv.) « *end-invers* » / *EN TU-ENEP* (& (*tu*) *a-c'hin*)

**INVERSER** (19° < versus / invertir) *LAK' EN TU-ENEP* (& *àr-enep*), (Mat.<JM) *inversiñ* (& *i(ñ)versiñ* – popul' & *eilpennañ* renverser, *c'hweniañ / a-c'hwen, tuginiñ* invertir & *lakad àr he genaou* – adage / Marion du Faouët & Prl)

**INVERSEUR** (19° Techn.) *EILPENNER* m.-ion (f.1)

**INVERSIBILITÉ** (Mat.<JM) « *inversadusted* » (f.)

**INVERSIBLE** (20° - Mat.<JM) « *inversadus* »

**INVERSION** (16° - déverbal) *EILPENN* m.-où, (*un*) *EILPENNAÑ* (*frazennoù, gerioù, talvoudoù*), (*an*) *TUGINIÑ / TU-GIN* ; (Mat.<JM) = (*an*) *inversiñ* /-adenn f.-où /-adur m.-ioù) & faire une inversion (de langage etc. - T<JG *lavared, ober*) *E GIN / A-C'HIN*

**INVERTÈBRÉ,-E** (19°) *DIVELL* (surn. Ph *mell-divell* & vb Y.Gow) ; les invertébrés *an divelled*

**INVERTI,-E** (19° - fam. Ph *dre-dreñv*) *a-c'hin*

**INVERTIR** (13° < lat. - in & vertere) *TUGINIñ*

**INVESTIGATEUR,-TRICE** (16° < lat.) *imbrouder* m.-ion f.1 & (ad. < FV) *imbroudek\**

**INVESTIGATION** (14° < lat.-io ; v-br *a olguo* > [(h)em]-olc'h LF 69) *imbrouderzh* m. (& sens pl.), (une investigation) *imbroudadenn* f.-où

**INVESTIGUER** (20° calq. < angl. (to) investigate) *imbroudiñ (& c'hwiliañ)*

**INVESTIR** (13° < in & vestire lat. - d'une fonction) *KADORiañ (ub)* ; (Milit. < it.) *GRONNañ,-iñ* (kêriou & 16° *lakat seziz war Wengamp* – trad. & *kelc'hiañ*) ; (argent < angl. – gall *budd-*) *POSTAL* (argant) / *LAK'* (arc'hant) *E-BARZH* (an afer) / *PLAS<sup>s</sup>iñ, avañsiñ mouneiz* (Li / *ARREZañ*), & (fig.) s'investir dans son travail *lakad e boan e-barzh e labour* / *KEMER POAN* (g'ud / ub)

**INVESTISSEMENT** (18° - siège de place forte n.vb. : ar) *lakat seziz (war Wengamp)* ; (économique) *lakadenn (arc'hant)* f.-où & n.vb. (al) *LAKAD<sup>e</sup> ARC'HANT, PLAS<sup>s</sup>IÑ, POSTAL ARGANT* / *ARREZañ*, (déverbal) *ur POST ARC'HANT*, faire des investissements dans la filière aviaire *ober frejoù ewit pezh eo sevel yer* (Guerl. TK<F3) ; (Psy.) *KEMER POAN* m. (n.vb)

**INVESTISSEUR** (20° - dér.) *laker arc'hant, postour argant* m.-ion (f.1)

**INVESTITURE** (15° < it.-ura - gall *arwisgo /-wisko* / GR le roi lui a donné l'investiture du duché de Penthièvre *bet en deus digand ar roue dugaich Pentreou*) *kadoridigezh* f.-ioù (ar *barzh* & fig.)

**INVÉTÉRÉ,-E** (15° pp < lat. ; GR *grizyennet / cozet e-barz ar pec'hed, qinvyet gand ar pec'hed*) *gwriziet (gwriziennet)* / *KINVĪET, KOZHET* ('barzh an dra-se) ; (personne - buveur invétéré) *BREIN* : *lonker brein, SAC'H* (ud) : *ur sac'h gwin, ge(v)ier (& ur moul gaouier Wu<Drean), ur sac'h malis, voleur invétéré LAER-TIGN* (Li<YR / T<JG & *lonker achu, daonet, touet*)

**INVÉTÉRER** (s'invétérer < in\vetere lat. < vetus – GR *gwrizyenna & coza, qinvyä*) *gwriziañ* (cf. (s') enraciner *gwriziennañ*), *KEVNiañ / KINViañ* (a bell zo) / *KOZHañ* (e-barzh / pec'hed)

**INVINCIBILITÉ** (16° - déverbal : an) *DIDREC'H* m. (& n.vb)

**INVINCIBLE,-MENT** (14° < invincibilis lat. / vincere ; gaul.-celt. *trexso* & NP : superl. ; GR *didrac'h-, difæzapl*) *didrec'hus, TREC'H* (d'an holl / *trec'h gouenn* & NP *Trec'hmeur*, devises *Gournadeac'h, Gournagil / Dirnador{r}...*)

**INVIOUABILITÉ** (18°) *sakradurezh* f.(-ioù)

**INVIOUABLE,-MENT** (14° < lat. & vb violare - ie gr βία force, violence ; GR *fidelled divancq* & le serment doit être inviolable à un chrétien *ur c'hristen na dle nepred terri e le* - appr<sup>t</sup> sacré) *SAKR* : *gwirioù sakr / sakr-ha-santel* (sacro-saint)

**INVIOUÉ,-E** (15°) *DIVOULC'H /-ET* (Ph & *disaotr*)

**INVISIBILITÉ** (16° < lat.) *DISGWEL / DIWEL* m.(-où)

**INVISIBLE,-MENT** (13° < bas lat. & visus / video ; GR *diaznad / gall anweledig*) *DISGWEL / DIWEL(-KAER)* : *chom disgwel* ; Homme Invisible *Youenn Gaou* (trad.<PJH)

**INVITANT,-E** (19°) *KOUVIOUR* m.(-er)ion f.1 (NF) & puissances invitantes *ar gouvierien*

**INVITATION** (14° < lat.-io ; GR *couvy, pedenn*) *PEDADENN* f.-où : *bet 'h eus ar bedadenn* (Pll) / (coll. & orale - à la noce) *PEDADEG* f.-où & 2 : ont-ils fait leur tournée d'invitation (à leur noce) ? *ha bet eo ar bedadeg ?*

**INVITATOIRE** (GR terme de bréviaire) *invitator* (m.-ed)

**INVITE** (18° - déverbal) *PED* m., *KOUVI* m.-où

**INVITÉ,-E** (19° pp - unan) *PEDET* : *ar re bet pedet, an dud pedet* (Ph pl. / *me n'on ket pedet !*), (parf. W) *KOUVIAD* m.-idi f.1

**INVITER** (14° < in\vitare bas lat. & vit ; GR *pidi, couvya* / Couviour NF) *PEDIñ (PIDIÑ* - base *PED-* & *ad-,as-/ das-*) : ils seront invités *pedet e vint / pedet 'vi sur*, (& convier) *KOUVIAñ,-iñ*

**IN VITRO** (19° lat. : in gwer) =

**INVIVABLE** (20° / vivere vb lat. - ie gr βίος vie, *beo* gaél. & gall *byw* vivant, sanskr. *jiv* vivre - protestataire & bougon Prl-Ph & Wu<Drean) *DIREZON* : *tud direzon* (NF Diraison vb *direzonat*), *tud yaouank direzon a vez (en tren)* & (*re, tud - ha*) *n'eo ket bra' beviñ gante* ; il m'est invivable *n'em eus ket ma bev getoñ* (W<GH / Ph *un us-tud hennezh & ur skuizh-tud, ur grev-tud !*)

**IN VIVO** (19° lat. ; gaul.-celt. *citbio* > *in bio* : *beo<sup>o</sup> / bew<sup>e</sup>*) =

**INVOCATEUR** (invocare vb lat. < in & vox - ie / gr & uepos gaul.-celt. & *adgarion* Acc.-*garios* / *gar(m)* cri & v-irl *ad-gair* D 148 & 156 porte-parole druidique prêtre *gutuator / guth* v-irl voix) *aspeder* m.-ion f.1 (& (*evn*) *garmer / galver*)

**INVOCATION** (12° < lat.- io ; gaul.-celt. ΓΑΡΜΑ(N) gallo-gr Alise 21 PYL 61 = *garma(n)*) ; GR *pedenn da Zoüe pe d'ar Scent* & m-br *S.Nonn* vers 944 *gret vn conjur* : *koñjur*) *ASPEDENN* f.-où

**INVOCATOIRE** (17° - dér. / vox) *ASPED* (cf. *ped* & *asped / dasped*)



**INVOLONTAIRE,-MENT** (14° < voluntarius lat. & volo S1 ; GR *pez ne deo qet youllecq / eoullecq, disyoullecq & a enep an youll* – Ph usu) *NES-GOULL* : *ma'm eus graet eo nes-goull, bez sur !* (& *heb-youll / dirat - hep rat din / hep goût din & heb (a) 'out dit*)

**INVOLUTÉ,-E** (18° < volutus pp volvere) *DISTROELLENNET*

**INVOLUTIF,-VE** (Mat.<JM / in & volvere lat.) = *involutiv(el)*

**INVOLUTION** (14° < lat. / Pont-troell – n.vb. : an) *DIDROÏÑ*, & Mat.<JM) = *involus<sup>s</sup>ion f.-où*

**INVOQUER** (14° < invocare lat. / uox & gr ἔπος récit oral > épopée / uepos gaul.-celt. & uedi- : uediiumi S1<Chamalières & v-irl *guediu* > *guí* prière vb *guigh*, gall *gweddi* prier & a' *we'-se* Tu / *arwez(ioù), arve'iou* Ph ; GR *pidi Doüe pe ar Sænt*) *ASPEDiñ* (*ub – pediñ, adpediñ & daspediñ*), (fig.) *gervel (d'e soñj – base galv)*

**INVRAISEMBLABLE,-MENT** (18° - calq.) *diwirheñvel*, (fig.) *DIHANÑVAL*, *liw<sup>e</sup> ar gaou warnañ*

**INVRAISEMBLANCE** (18° / verus lat. - ie & uiros gaul.-celt. - I long) *diwirheñvel m.-où*, (des invraisemblances) *LERBACHOU* pl.: *kontañ a rae lerbachou* (Ku / Ph<AT) *PITENNOU* (Ph<AT), *LIBORNAJ m.-où /-achou* (Prl & *bobionaj, torionaj*)

**INVULNÉRABILITÉ** (18° / Kerloas) *dic'hloas f.-ioù*

**INVULNÉRABLE** (16° < vulnerus lat. / vulnus -ie & all. *Wunde, wound* angl. & *vrana* sanskr. plaie – gall *na ellir ei anafu, heb fan gwan*) *dic'hloas* (RH *dic'hloazadus*)

**INZINZAC** (NL 56 < Disinsac & Lochrist < loc- & locus : an) *ZINZAG (-LOKRIST) / DINZAG*

**IO !** (excl. / joie chez les Grecs : « Io ! tu seras sans cesse / Des fontaines la princesse » - Ronsard 16° / *yaw* Ph *yô ! allons-y ! > Yô ! peogwir e vi atô / Priñses Pennfeuteunio*)

**IODE** (19° < gr ιοειδής iôdês violet – gall *iod* – Mar. Li<YR *kemend a liod e-barz*) *IOD / LIOD* m.-où : *ar c'hilo iod* (Tu & cf. L *soud*)

**IODÉ,-E** (pp) *IODET* : *aer iodet (& c'hwezh liod)*

**IODER** (19° - dér. / ιοειδής & iôdης iod) (L)*IODiñ*

**IODLER** (& *jodler / yodler, iouler* : chanter tyrolienne < *jodeln* all. - dial.) = *iodli' / yodli'*

**IODURE** (19° - Chim. / iod < gr) *iodur m.-ioù*

**ION** (19° < angl. / gr ión allant – gall *ion*) *ion m.-où*

**IONIE** (Ἰωνία / Ἰωνίη Ionia - Anatolie antiq.) *Ionia*

**IONIEN,-NE** (16° < lat.-gr Ionia NL Ἰωνία) *ionian*

**IONISANT,-E** (20° - part.prés.) : *reionoù-ionizañ*

**IONISATION** (19° n.vb. / vb : an) *ionizañ*

**IONISER** (19° - gall *rhannu'n ionau*) *ionizañ,-iñ*

**IOTA** (16° < gr ι) = *iota*, (fig. – *pik war an i*) *PIK m.-où* : sans changer un iota '*nes chañch ur pik* & il ne bouge pas d'un iota *na ne fich na ne flach* (Ph/Dp<PYK *na ne flich na ne floch*)

**IOULER** > IODLER

**IOURTE** > YOURTE

**IPAR** (basq. Nord > bise, vent de nord *ipar haize* & cf. *Ipparalde, Iparretara-k : Hanternoziz*)

**IPARRALDE** (basq. : Pays Basque Nord) =

**IPARRETARA(K** – pl.-k basq. : mouv<sup>t</sup> terro. = ceux du Nord) = *un' eus Iparretarak*

**IPÉ** (20° < Brésil & tabebuia - guarani) = *koad ipe*

**IPÉCA** (19° < port. Brésil < tupi - guarani) = *ipeka*

« **IPERCHTAD !** » (arg. Wi interj. : dans quel état) *e peh Stad !*

**IPOMÉE** (19° < gr ἰψ ἴψ "ver" & ὁμοίος *homoios* / étoile du Nil, volubilis & *moonflower*) =

**IPPON** (jap. : point au judo) =

**IPSE** (lat. & ipso facto / C. *Heuelep* 'tel' & ixsi gaul. : 'mon gnat ixso' - mon fils à moi' : même - D 193) = *hevelep (hevelep tad hevelep mab !)*

**IPSÉITÉ** (Socio. / C. *Heuelebdet*) *hevelepted* (f.)

**IPSO FACTO** (17° lat. : de ce fait) = *(end-eeun)*

**IRAK / IRAQ** (العراق : *el-irâq*) : *aet d'an Irak*

**IRAKIEN,-NE** (arabe *iraqi*) = *an dinar irakian* & m.-ed f.1 (& pl. *Irakis<sup>e</sup>*)

**IRAN** (NL < Aryana / Arya – ie < BS) = *en Iran*

**IRANIEN,-NE** (hab. / Perse) = *Iranian m.-ed* (f.1)

**IRASCIBILITÉ** (14° < ire & ira lat. - dies irae ; GR ire *buanege<sup>ez</sup>*) *BUANEGEZH* f.-ioù, & (n.vb) *ar c'hruka* (Y.Gow<HB / *kruka* vb / n.vb & *ar broueziñ*), *taeradur* m.-ioù (Prl)

**IRASCIBLE** (12° < bas lat. < ira) *BROUEZEG* /-EK\* (ad. / NF) m.-ien (f.1), (fam. Ph) *KLEIZ* : *ur penn-kleiz* (Ph & cf. / *brizh, feuls, heg, kazu & taer* – Prl & Go)

**IRATY** (Pic d'Iraty – météo & ski NL basq. / *irratì* radio – émetteur / *skign, skinva*) =

**IRE** (1° < lat ira) *BROUEZ* m. (& coll.-enn-où) : une ire noire (Ronsard 16°) *ur vrouezenn ruz* ; (méton.) *KRUG* m. : (*chilpadennoù*) *krug* (Y.Gow<HB & *pa sav ar c'hrug gantañ*)

**IRÉNISME** (20° < gr εἰρήνη eirèné : la paix) = *irenism* m.-où

**IRHAM** (vét. du pèlerin de la Mecque < consécration rituelle إحرام : *irhâm / harem*) =

**IRIDESCENCE** (20° - appr<sup>t</sup>) *KOARENN* f.-où : *ur goarenn war an dour* (T<GK)

**IRIDESCENT,-E** (20° / irisation) *KOARENNET* (T & Ku)

**IRIDIUM** (19° Chim.) = *iridiom* m.-où

**IRIS** (13° < lat.-gr Ἴρις / Iris - déesse de l'arc-en-ciel etc. ; C. *eleftrenn* & GR – plante) *ELESTR* coll.-enn : *elestr zo ba bord ar c'hanal* (Ph il y a des iris au bord du canal), lieu couvert d'iris *ELESTREG* f.-où & *Park elestrog* (Li<YR *elestr* NL seul<sup>t</sup> / iris des marais *bokedou-raos<sup>kl</sup> / raos<sup>o</sup>*), iris bleu *roued tous<sup>s</sup>eged* m.-où, iris xiphoïde (*s*)*korz kleze / elestr* ; (de l'œil – gall *glas y llygad*) *glas al lagad* m. (arc-en-ciel *kanevedenn* f.-où > ARC-)

**IRISATION** (19° / C. Liu - appr<sup>t</sup>) *AMLIVAJ* m.-où,-achoù

**IRISÉ,-E** (18° / NL *Elestreg,-og* Li) *AMLI(W<sup>e</sup>) / AMLIVET*

**IRISER** (18° & s'iriser) *AMLIVañ,-iñ* (*a liw g'ar ganevedenn*)

**IRISH** (20°: Irish coffee, stew, terrier) = *Irish* : *ar re-nes so Irished* (fam. Ph & cf. Irlandais)

**IRLANDAIS,-E** (16° - gall *Gwyddeleg / Gaelach / Gaeilge & Éireannach*, GR *comps islantraich*) *Iwerzhonad* m.-iz\*<sup>o</sup> f.1 & *Irlande* (pl. – popul<sup>t</sup> / *Irlanted Seziz Gwengamp* - 16° - *Barzaz-Breiz*), (lang. – irl. /ge:l'g'a/ *Gaeilge* : *gouezeleg & /galig/ Scottish Gaelic*) *iwerrhoneg* m.-où

**IRLANDE** (celt. *Eriu* > *Eire & Eireann* Gén. : *Bunreach na hÉireann* Constitution d'Irlande – gall *Iwerddon & Gogledd Iwerddon*) *Iwerzh<sup>o</sup>on*, & *Bro Iwerzhon*, Irlande du Nord *Norz-Iwerzhon* ; (popul<sup>t</sup> / GR *Hirland*) *an Irland*

**I.R.M.** = *un IRM* (« *ierem* »)

**IRODOUER** (NL 35 12° *Isrodor* - *is-* & *rodoez...* gué NL, ou oratorium - lat.) > *Irodouer*

**IROIS** (anc<sup>t</sup> Irlandais : les Irois - MM / Iroise & "*Irish-ed*" !)

**IROISE** (anc<sup>t</sup> "éiroise" : irlandaise / *Eire* ; GR 18° l'Iroise *canol Is*) : mer d'Iroise *mor Iwerzhon* ("*Hir-wazh*" - *S.U.A.V.* serait une étymologie douteuse)

**IROKO** (20° < Afriq.) = *koad iroko*

**IRON-** (angl. < celt. - gall *haearn*, irl *iarn-* & *iarann*, gaul.-celt. *isarno-* NL / *HOUARN*) =

**IRONIE** (16° < lat.-gr εἰρωνία / Socrate - précisément) = *ironiezh* f.-où, (appr. < feinte)

**MOUSFENT** m. : *ober mousfent, dre vousfent* (& "*meursfent*" Tu<JD cf. Ph *fent* humour / *goap* & *goèp* Prl moquerie, NF *Goapaër* – gaul.-celt. *uepos* > *mousgoap* Prl & GR *goaperez fin*)

**IRONIQUE,-MENT** (15° < lat.) *MOUSFENT* ad. : *n'oc'h ket evit goût pegen mousfent eo-eñv* (& Ph *fentus & fentuzik, farsus / goapaus*)

**IRONISER** (17°) *MOUSFENTIñ* (& *ober fent g' / ober goap eus / goapaat & goapeal, goepetat\**)

**IRONISTE** (18° - dér.) *mousfenter* m.-ien f.1

**IROQUOIS,-E** (17° < algonkin) *Irokoa* m.-ien f.1

**IRRACHETABLE** (lat. / ad & caput, capital & cheptel ; gaul.-celt. S3 prêt. *prinas* - *ha*) *n'oufed prenañ en-dro* (& *daspreniñ*)

**IRRADIANT,-E** (15° - appr<sup>t</sup> / radius) *A-SKIGN* > *SKIGN*

**IRRADIATEUR** (20° Techn. - dér.) *adskigner* m.-ion (f.1)

**IRRADIATION** (14° < lat. – n.vb.) *EM SKIGNAÑ*

**IRRADIER** (15° & s'irradier) *EN EM SKIGNañ,-iñ*, (q<sup>um</sup>) *war ub = irradiet* (pp)

**IRRAISONNABLE** (GR / BF *Diraison* & m-br *inresonapl*) = *DIBOELL-NET*

**IRRAISONNÉ,-E** (19°) *ESPOELL* : *un den espoell* (Ku<JF / *diboell* & NL Pll *Milin diboellou* / Moulin Raget & *arrajet*)

**IRRATI** (basq. > *IRATY* - NL) =

**IRRATIONALITÉ** (19° < rationem lat. & ration / ratus - ie & rita sanskr. vrai) *DIREZON* f.-où, & (Mat.<JM) « *anras<sup>s</sup>ionalded* » f.

**IRRATIONNEL,-LE,-MENT** (14° < rationalis lat. & GR irraisonnable *dirēsoun*) *DIREZON*<sup>°</sup> (NF Le Diraison) & (adv. Wi<PYK) *gober un dra a-zirezon* ; (Mat.<JM) « *anras<sup>s</sup>ional* »

**IRRATTRAPABLE** (trappa bas lat. < frq / *trapo* h<sup>t</sup> all. - piège 20° - *ha*) *n'oufed adtapañ*

**IRRÉALISABLE** (19° / realis lat. - *ha*) *n'oufed kas da benn, (ha) n'hall dont da vad (& seveniñ)*, (par toi) *OUZHPENN (da) : al labour n'eo ket ouzhpenn dit*

**IRRÉALISÉ,-E** (19° - *ha*) *n'eo ket deut da vad, (chomet) 'SKOURR*

**IRRÉALISME** (20° - appr<sup>t</sup>) *diwirionded* f. /-ism m.-où

**IRRÉALISTE** (20°) *diwirion / irrealist* ad. & m.-ed

**IRRÉALITÉ** (19° < realitas lat. < re-s) *diwirionez* f.-ioù

**IRRECEVABILITÉ** (recipere lat. / capere - une) *DIZARBENN* m.-où

**IRRECEVABLE** (16° - appr.) *DIZARBENN*, & (*ha*) *n'oufed degemer / res<sup>s</sup>ev*

**IRRÉCONCILIABLE** (16° < concilium lat. - appr<sup>t</sup>) *DIZAKORD-NET*

**IRRÉCOUVRABLE** (19° < vb recouvrer < recuperare) *KOLLET-NET*

**IRRÉCUPÉRABLE** (14°/m-br) *PEURGOLLET*, & (pers. Pl) *kollet net-ha-pizh (eo hennezh !)*

**IRRÉCUSABLE** (18° < re & cudere lat. - *ha*) *n'oufed dizanzav*

**IRRÉDENTISME** (fin 19° < it. *Italia irredenta*) = *irredentism* m.-où (& *dilas<sup>s</sup>ion* < *dilas<sup>s</sup>*)

**IRRÉDENTISTE** (it. / Corse) = *irredentist* m.-ed f.1 (cf. NF Dilasser & m-br vb *lassaff*)

**IRRÉDUCTIBILITÉ** (lat. - re / ducere - Mat.<JM) *diredusadusted* f. (dér.), *DIGOAZH* m.-où

**IRRÉDUCTIBLE,-MENT** (17° - Mat.<JM) : *fraksion diredusadus, DIGOAZH (koazh-digoazh)*, (pers. - fig. / NF) *PENN-MAOUT* m.-où-meot

**IRRÉEL,-LE,-MENT** (18° < realis lat. / re-m ; gaul.-celt. uiros - ie & lat.) *DIWIR (& diwirvoudel - Diwan)*, (Gram.) *dic'hallus ('vihe'zo dic'hallus evel 'vize' > 'viche' & 'vije' : ma vije bev / 've' & 'vehe' > 'vefe'zo gallus potentiel)*

**IRRÉFLÉCHI,-E** (18° < re & flectere lat.) *FLAW<sup>e</sup> /flaw/ ad. : flaw eo-hi* (NF Flao & Le Flo), (maladroit en paroles fam. TK<MxM *flap-flav\**) *FLAPAOU, (ur) PENN-FLAV\* m.-où, (PENN-)SKORD dim.-ig, (Prl) STRABOUILH / STRAMOUILH* (cf. W<Drean *dibaoch*, Ph *diboell* illogique NL, *diskiant* insensé & *a foeltr-forzh* T<JG)

**IRRÉFLEXION** (18° & personne) *PENN-FLAW<sup>e</sup> m.-où- : abalamour d'e benn-flao ! / DIBOELLAJ* m.-où /-achou

**IRRÉFORMABLE** (16° < forma lat. / gr μορφή - *ha*) *n'oufed reformiñ / (ad)reizhañ, (appr. Ph) FALL A-BEZH, FALL-DU*

**IRRÉFRAGABLE** (15° < re & frag lat. / suffrage ; GR *direbech, açzur*) *direbech-as<sup>s</sup>ur (& ha n'oufed mont enepañ)*

**IRRÉFUTABILITÉ** (re lat. & futare / fut, futilis & adv.) *DIREFUS-KAER* (m.)

**IRRÉFUTABLE,-MENT** (18°) *DIREFUS-KAER* (& var.-'rufus' /-'reüs' / Ph *chom diflach*)

**IRRÉFUTÉ,-E** (pp - appr<sup>t</sup> ad. / pp) *DIZARBENN /-ET*

**IRRÉGULARITÉ** (14° ; GR *di(s)reizded & direizamand*) *DIREIZHDER* m.-ioù, (une) *DIREIZHAMANT* m.-où,-chou & (Mat.<JM) *direol* m.-ioù

**IRRÉGULIER,-E,-MENT** (13° < regularis lat. / regula - ie \*reg- ; v-br *reith* gl Lex & rextu gaul.-celt. - ie / recta, recto, *recht / right* ; GR *direiz*) *DIREIZH : ur vuhez direizh, & (Gram.) amreizh : verboù amreizh, (Mat.<JM) direol ; (de taille, longueur etc.) AMGE(H)ID /-GEIT\* (Plz<GG & FV), (surface) DIGOMPEZ / DISKOMPESE : Park Digompes (& displaen), (marée, temps, travail & en qualité) DISUIT : disuït e vez (ar jistr - T<JG-Ph), (adv. - Li<YR) A-DALUADOU : an dra-he ve great ganeom-ni a-daluadou = travailler irrégulièrement labourad a-reusiadoù<sup>e</sup> (Ph & a-frapadoù / etre keus ha reus<sup>e</sup>, mont ribin-diribin, tissu irrégulier danvez pikmoan)*

**IRRÉLIGIEUX,-SE** (15° < lat. / re\legere & ligare ; GR *disreligius*) *DI(S)RELIJUS / DIGREDENN* (cf. *B.* & Ph *dibater, divadez & dizoue*)

**IRRÉLIGION** (16° < lat. / religion ; GR *di(s)religion* = *disrelijion* Laouenan 1830) *DI(S)RELIJION / DIGREDENN* f.-où, & *dizevosion* f.-où (Ern. W)

**IRRÉLIGIOSITÉ** (GR *di(s)religiused*) =

**IRRÉMÉDIABLE,-MENT** (15° < re & mederi lat. / medicus - ie \*me ; GR *diremed*)  
*DIREMED* : *kleñvejoù diremed* (Ph & trad.)

**IRRÉMISSIBLE,-MENT** (13° < lat.-io ; GR *dibardoun*) *DIBARDON* : *ur pec'hed dibardon*

**IRREMPLAÇABLE** (19° - v-br *eil*) *DIEIL* (& cf. - hum<sup>t</sup> - irremplaçable pour cette tâche etc. > *pezh n'hall ket ar c'hure ober e-lec'h ar person*)

**IRRÉPARABLE,-MENT** (13° < lat. & délabré) *DIRAPAR-KAER*, & (*ha*) *n'oufed adingalañ*

**IRRÉPRÉHENSIBLE** (15° < bas lat. / re & prehendere ; GR *difaut*) *DIVLAM*

**IRRÉPRESSIBLE** (19° < premere & pressus lat.) *DIVOUSTR* (& *diharz*)

**IRRÉPROCHABLE,-MENT** (15° ; GR *test direbech*) *DIREBECH* / *DIDAMALL* (KW<PYK)

**IRRÉSISTIBLE,-MENT** (17° < re lat. & sistere / stare ; GR *direresistus* terme d'hérétiques / grâce)  
*DIHARZ* : *un nerzh diharz*, & (*ha*) *n'oufed herzel / harz (outañ)*

**IRRÉSOLU,-E** (16° re lat. & solve re ; GR *arvar*) *WAR VORDO* (& *war var*, *entremar - entre mar* / (*end-*)*istribilh*) & il est irrésolu *hennezh ne deu na n'a* (T<JG)

**IRRÉSOLUTION** (16° ; GR *balançz, douëtançz*) *MORDO* m. (*war vordo / en balañs* Ph)

**IRRESPECT** (18° < re\respectus lat. & spectrum) *DIRESPET* m. (& *dizoujañs*)

**IRRESPECTUEUX,-SE,-MENT** (ad.) *DIRESPET*, & (*bugel*) *digouzant\** (W<FL / *dizouj-kaer*),  
*ur sell diveutur* (Wu<Drean / *maoutur*)

**IRRESPIRABLE** (18° < re\spirare lat. / esprit) *dianalus* (*dianelus* Prl), *MANK* : *mank 'veze eno*  
 (var. K *monk* intenable & cf. KW *pouk' / touf & toufourek\**)

**IRRESPONSABILITÉ** (18° < re\spondere lat. & spondus) *DIBENNAJ* m.-où /-achoù

**IRRESPONSABLE** (18° / NL) *DIBENN(-KAER)* : *tud dibenn ! & (ur) penn dibenn*

**IRRÉTRÉCISSABLE** (19° / v-br *distrit*) *distrizh*

**IRRÉVÉRENCE** (13° < lat. ; GR *direresped*) *DIZOUJAÑS* f.-où (& cf. Prl *dive'h / divezh*)

**IRRÉVÉRENCIEUX,-SE,-MENT** (18° & GR irrévèrement) *DIZOUJ-KAER*

**IRRÉVERSIBILITÉ** (20° < vertere lat. - Mat.<JM calq.) « *anreversadusted* » (f.)

**IRRÉVERSIBLE,-MENT** (19° < vertere lat. - Mat. JM) *anreversadus*, (*ha*) *n'oufe dont war-gil / war-giz* (Ph & cf. (*ur maro*) *diremed* trad.)

**IRRÉVOCABILITÉ** (16° - an) *nes-galv* (m.-où)

**IRRÉVOCABLE,-MENT** (15° < re\vocare lat. & uox, vox - ie ; gall *di-alw* / GR *arred hep galv & ne aller qet da zislavaret, da derri - ha*) *n'oufed ravokiñ*, '*nes galv / (ud) DA CHOM* (& /3/)

**IRRIGABLE** (19° - appr. NL / Beskoajou Pll *Bes-gwazhiou*) *A-IS* : *Prad a-is / douar GWERN*  
 (*Gwernioù* NL & Le Vern KL / T (ar) Ouern)

**IRRIGATEUR,-TRICE** (19° ad. - canal) *KANOL-ZOUR* f.-ioù-*dour*, *DOURER* / *SANIER* m.-ion  
 f.1 (cf. *Sanier* & var.)

**IRRIGATION** (15° < lat. - n.vb. - selon techn. : an) *DOURANÑ*, *GOUVERIANÑ*, *GWAZHIANÑ*,  
*SANianñ* (*prajeier, teriennoù*)

**IRRIGUER** (19° < irrigare lat. / riga - gaul.-celt. & uobero - gall *dyfrhau* : *douraat*) *DOURañ,-iñ*  
 (*ar prad*), *GOU<sup>v</sup>Eriañ* (*ar foenneg, foenneier* L<MM), *SANianñ*, (en barrant ruisseau) *GWAZHianñ*  
*ar prad* (T<JG & Ph / NL Beskoajou Pll *besk-gwajoù & añchañ, kanouc'hellañ, sanianñ*)

**IRRISION** (GR *goaperez*) > *DÉRISION*

**IRRITABILITÉ** (17°<lat. - C.) *BUANEGEZH* f.-ioù

**IRRITABLE** (16° < lat. ; C. *buanec iratus* / NF *Buanic* & var.) *BUANEG* /-EK\* : *un den buanec*,  
 (& ardent, zélé) *EIZIG* /-IK\* : *un den eizig* (E-Ku & *eidig*), (d'humeur) *IMORIEG* /-EK\* (F.Lay) ;  
 (litote) *TENER* (Prl / *traou blod / blot\* /blo:d't/ & T foll /v/ & ginus, kintus*) & (adage VF / je suis  
 en effet irritable) *Moged a ya em zah° / N'hellan ket hen nah°*

**IRRITANT,-E** (16° part.prés. - paroles) *HEG* / *HEK\** : *komzoù heg* (T<JG & *un den heg / hek\** &  
 NF / Le Hec'h ; C. *hec = haer*), *IMORUS* : *tud imorus*, (échauffant) *TANUS* (**B.** / *boued loened &*  
*Li<YR tanuz° irritant*)

**IRRITATION** (15° < lat.) *FUM* : *fum zo geti* (Prl), (humeurs) *IMORIOÙ* o devez (T<JG-Ph) &  
 n.vb. (an) *IMORINÑ*, (ar) *SARAGINÑ* (T<JG & cf. Prl *chofadur & aouid, chenk / senk*)

**IRRITÉ,-E** (pp = *goall irritet* L 1900) *FUMET* : *fumet-net...* (Pll), *IMORET*, *PEUKET* (Prl) ;  
 (plaie) *SARAGET*, *TANET* / *TANIET - TANI(G)ET* (Ph légèrement irrité *taniget / tanilhet*)

**IRRITER** (14° < irritare lat. – gall *blino, poeni* ; C. *Irritaff* / GR *buanecqât*) *BUANEKAad* /-at\* & *lakat da vuanekaad\**, *FUMañ,-iñ* (ub) : quand il est irrité *pa vez fumet hennezh, IMORiñ, PEUKiñ* (Prl / nerfs & *arfleuiñ* (s') exaspérer, *fuloriñ, malis'iñ*) ; (corps) *SARAGañ,-iñ* (T<JG), (jambes) *FORBU(ENN)iñ* (Ph / *FULORiñ* – gar & den : *fuloret-net*), *GARCHENNat\*, -iñ* (W<Heneu-GB), (aphtes) *SENKañ* / *CHENKiñ* : *chenket oa he gaol* (Ph elle avait l'entrecuisse irritée / Prl *CHOF* : ça irrite *chof' a ra*), (yeux / éblouir) *TRELLañ,-iñ* (T<JG *kregiñ* & *dirañsañ* diraskañ, *dirañvañ, raskenno, tanailhañ*)

**IRRUPTION** (15° < lat. - in & rumpere) *DISAILHADENN* f.-où, faire irruption *DISAILHañ* / *DISLAMMat\** (Ph 1944 fait irruption *dislammet ba toull ar prenest – ha la'het g'ar Boched* - Pll)

**IRVILLAC** (NL 11° Ermeliac gaul. < NP / Daoulas – an) *IRVILHAG*

**IS** (GR *A-boue beuzet ar guær a Is / Ne deus qet cavet par da Baris*) = *Is* : *kêr Is* (cf. *Kerisel*) / *Ys*, & *ar gêr a-is* (& cf. NL *Is-sur-Tille* 21 < ville - gaul. *Iccios* < ico : pic D. & cf. *Issac, Issey, Issy...*)

**ISA** (dim. - fam<sup>†</sup>) > **ISABELLE**

**ISAAC** (NP Bibl. – C. *Ifac* – NF *Isaac* Ph & *Poulizac* < NL & sing. NP *ur Boulizagenn* - Mael-C., & *Kerizac Plouisy, Kerisago / Keruzéau Plouha Go*) = *Izaag / Izâk* (prén. Protest. Ph)

**ISABELLE** (17° ad. < esp. NP ; GR *Isabeau / Isabelle Isabellicq* – K-L) *IJABEL* (*Izabel - Bilzig* Ti & *Ijabel* KL & Li<YR *Jabel* > *Jabeloñ* petite turbulente) ; (jaune pâle / gaul.-celt. *giluos gell*) *MELENWENN* : *ur marc'h melenwenn* (*arvelen & damvelen, marvelen*)

**ISAIE** (NP Bibl. GR *ar prophed Esaya(s)*) = *Esaia*

**ISAR** (NR & var. *Yser / Ster Īer* l'Hyères & *Ti Yar*) > **ISÈRE**

**ISARD** (16° < prélatin Lar. / basq *izar* étoile Rob. NP *Izarra* – & *chamois- R.Gléau*) = *isard* m.-ed

**ISATIS** (gr ἰσατίας : pastel – renard polaire) =

**ISBA / IZBA** (russe : *ti*) = *un isba* (J.Priel)

**ISCHION** (16° < gr ἰσχίον, iskhíon : os de hanche) =

**ISCHURIE** (l'A. W 18° « *distautereh* ») *distaoterezh* m.-ioù

**ISCUITAN** (NP 13° lai / *Ekuitan* 'sire des Nauns' comte de Nantes *Equitan* HLCB I,132) =

**ISÉRABLE** (NL *Isérable(s)* & érable champêtre < *acerabulus* : acer & gaul. *abolos aval*) =

**ISERAN** (NL & NR : *Mont Iseran* & col d'*Iséran*, *vallon de l'Iseran* < gaul *isara* *Isère*) =

**ISÈRE** (NL<NR gaul *isara* impétueuse / ferrugineuse - ie D 161 / *isarno-* & NR *Bavière Iser, Yser* Belg. / NR *Isar, Iseran, Izeron* etc. > l'Hyères Ph *Ster Īer & Yar - al Lev-draezh* - T) = *Izer*

**ISERNORE** (NL *Ain* < gaul.-celt. *Isarno-dori* : portes de fer D 162 : *doriou-houarn*) =

**ISERON** (NR / *Yzeron* - var.) > **ISÈRE**

**ISEUT** (& var. – corn. 10° *Eselt*, gall 14° *Es'yllt Vynwen & Vyingul / Minguen - gwenn he min*) = *Izold* (*Tristan hag Izold*) / *Isolt<sup>e</sup> ha Tristan & an Isild a-heul* (titre *Helias*)

**ISIAQUE** (18° < lat.-gr Ἰσις : le Trône) / *Isis* (*doueez*)

**ISLAM** (17° < اسلام abandon, soumission – à Dieu < vb *اسلم* rendre l'âme / pp : musulman *مسلم mæsləm, moslem / muslim* soumis, sujet) = *an Islam*

**ISLAMIQUE** (19° < إسلامي) = *islami(k) /-ek\**

**ISLAMISATION** (20° - n.vb. : an) *islamekaad*

**ISLAMISER** (19° & s'islamiser) *islamekaat*

**ISLAMISME** (17°) = *an islamism* m.-où

**ISLAMISTE** (19° / إسلامي) = *islamist* m.-ed f.1

**ISLAMOPHOBE** (fin 20°) = *-fob* m.-ed f.1 (& *kaz-an-islam*)

**ISLAMOPHOBIE** (2005) = *islamofobiezh* f.-où

**ISLANDAIS,-E** (18° - pl.) *ISLANDEED* (& surn. pêcheurs *paimpolais* en *Islande*) / *Islandad* m. (pl.)-iz\* f.1 & (glose) *tud Enez (ar) Skorn*, (lang.) *islandeg /-ek\**

**ISLANDE** (NL < *is* glace & *land* - landa germ. < gaul.-celt. - id. - D.) *ISLAND* & *an Islant* ; *Pêcheur d'Islande* (titre *Loti* - tr. A. Le *Diuzet*) *Pesketaer Enez ar Skorn*

**ISMAEL** (prén. - hebr. *Genève & Coran* *إسماعيل*) =

**ISMAÉLISME** (19°) = *an ismaelism* m.-où

**ISNEL** (anc frç : léger – *Rabelais* 16°) > *LIJER*

**ISO-** (gr ἴσος *isos* : égal) = *iso-* (Mat.<JM)

**ISOBARE** (19° < gr ἴσος – gall *isobar*) = m.-ioù  
**ISOBARYCENTRE** (Mat.<JM) *isobarikreisenn<sup>e</sup>*  
**ISOBATHE** (20° < gr ἴσος : *ken ha ken don*) =  
**ISOCÈLE** (16° - Mat.<JM / triskel) *isoskel*  
**ISOCHRONE** (17° < gr - Mat.<JM) = *isokron*  
**ISOCLINE** (19° Mat.<JM) = *isoklin(enn)* f.-où  
**ISOGLOSSE** (20° Ling.) = *isoglos<sup>s</sup>* m.-où  
**ISOAGONAL,-E** (Mat.<JM) = *isogonal*  
**ISOLABLE** (19° - *hag*) *a c'haller isolañ / difuiñ*  
**ISOLANT,-E** (18°) *DIFU* & (n.) *danvez-isolañ*  
**ISOLAT** (20°) = *isolad* m.-où ; isolat linguistique bretonnant (*brezhoneg*) *BEGOÛ* (*Beg ar Raz, Beg ar Van, Beg ar Vir & Beg ar Arc'houestl, begoù all / brezhoneg kreis<sup>e</sup> - IH / kreiz-Breizh*)  
**ISOLATEUR** (19° Techn. / EDF etc.) *CHOPIN* m.-où : *chopinoù torret gant chas<sup>e</sup>ourien* (T<FP isolateurs victimes de tirs de chasse) = *isolateur* m.-ien (f.1)  
**ISOLATION** (18° - n.vb. / *isola* : *an*) *isoliñ tra pe dra : to pa ri ti / pa ri ti to...* (adage / hapophonie celt. -ie ; Mat.<JM /-*adur*, & *inizadur* m.-ioù) & (*an*) *difuiñ (tredanachoù)*  
**ISOLATIONNISME** (20° < angl US) =-*ism* m.-où  
**ISOLATIONNISTE** (20° US *isolationist*) m.-ed f.1  
**ISOLE** (NR Morbihan & Ysol - eus Roudou'aleg en Elle > Laïta) *IZOL* : *an Izol, & Ster Izol*  
**ISOLÉ,-E,-ÉMENT** (16° < *isola* île it. / *Isola Rossa* - corse *L'isola* < insula - ie / *inis*) = *isolet* 'oant (Tu & Mat.<JM), (ad. / pp) *DISTOK* (*diouzh an douar* – T<JG), *DISTRO / DIZRO* : *Gwernaon zo distro* (var. - NL Skr./Pl) ; (cas - isolé) *DIBAOT(-KAER)*, (pers.) *DIBLEUSTR*, (m.) *EN E-(H)UNAN(-KAER)* & *diamen, digenvez, digevannez\us, dizarempred* ; coup de vent isolé (& violent Li<YR) *AVEL GOLLET* (& *avel foll*) ; (grande bâtisse) mal isolée (du vent etc.) *maner lonk-avel* (Big-Kap Ki) ; (adv. : pris isolément) *HENI-HA-HENI*  
**ISOLEMENT** (18°) *DISTRO / DIZRO* f.-ioù / *inizamant* m.-où  
**ISOLER** (17° < *isole* - gall *neilltuo* : 'neilltuo & s'isoler) *DISTROiñ / DIZROiñ (diwar) & lak' en dizro, en e (h)unan(-kaer)*, (s'isoler) *mont distro / en dizro* (var.) ; isoler (île) du continent à marée haute *TREÑCHA<sup>o</sup>* (Li<YR / relier à marée basse *truka(cha)<sup>o</sup>* < *TREUG* & *ur c'hroa / erw vili*) : l'île est isolée géographiquement *treñchet eo an enez* (& *kejet / kelc'hiet* T<JG) = (Mat.<JM) *ISOLAñ / IZOLAñ\** : *isolañ an ti, & iniziñ Inis-* (*Gavrinis, Iniz 'enac'h & an Inizi* - pl. > *ENEZ\**) ; se protéger à l'ombre (Wi<PYK) *en em gupat / DISHEOLial*  
**ISOLOIR** (20° / NL Loch & Log-ou) *LOCHIG / log votiñ* m.-où  
**ISOMÈRE** (19° < gr ἴσος – gall *isomer*) = *isomer*  
**ISOMÉTRIE** (Mat.<JM) = *isometriezh* f.-où : isométrie affine, linéaire *isometriezh afîn, linear...*  
**ISOMÉTRIQUE** (19° - Mat.<JM) = *isometrik*  
**ISOMORPHE** (19° < gr ἴσος – gall *isomorff* - Mat.<JM) = *isomorf / heñvel (o) stumm*  
**ISOMORPHISME** (gr ἴσος & μορφή / forma lat. - Mat.<JM) = *isomorfism* m.-où  
**ISOPÉRIMÉTRIQUE** (Mat.<JM) = *isoperimetrik*  
**ISOPET > YSOPET**  
**ISOPODE** (19° < gr ἴσος & πούς, ποδός / pes, predem : *heñvel o zreid*) =  
**ISOPRÈNE** (19° Chim.) =  
**ISOREL** (20 ° marq. / porte en bois compressé Ph *dor brenn-heskenn*) =  
**ISOTHERME** (19° < gr ἴσος / θερμός : *heñvel o gwres<sup>e</sup>* – gall *isotherm*) =  
**ISOTOPE** (20° < gr ἴσος & τόπος lieu / angl. – gall *isotôp*) =  
**ISOTOPIE** (Mat.<JM) = *isotopiezh* f.-où  
**ISOTROPE** (Mat.<JM) = *isotrop* m.-où  
**ISOTROPIE** (Mat.<JM) = *isotropiezh* f.-où  
**ISRAEL** (NL Bibl. – C. *Ifrael* & GR) = *ISRAEL / IZRAEL<sup>o</sup>* (titre B.N.) : *ar bobl a Israel*  
**ISRAÉLIEN,-NE** (20°) *Israelian* m.-ed f.1 & ad. / (pl.) *Israelis<sup>e</sup> / Izraeliz\**  
**ISRAÉLITE** (15° ; GR *Israëlad* pl. *Israelis* : *un Israëlad mad eo – eün dirag Doüe hac ar bed*) *Israëlad* pl. *Israelis /-iz\** f.1

**ISSAC** (NL < ico- gaul. & -acon : lieu à pics) > IS  
**ISSANT,-E** (16° Hérald. < vb anc<sup>t</sup> issir) 'MAEZ\*  
**ISSAUGES** (NL 43 uxs-ialon : défrich<sup>t</sup> dessus) =  
**ISSEL** (NL Aude oc < gaul. uxello haut) > USSEL  
**ISSEY** (NL) > IS  
**ISSIR** (vb issir de cette terre & issaient Rabelais 16° / issue) & issir hors *monet e-maes (a / eus)*  
**ISSOIRE** (NL 63 < gaul. Iciodorensis (uicus) / Iciodurum marché d'I. & cf. Yzeure – D. < dor-) =  
**ISSOLU(D** NL Lot : Issolu & Puy d'Issolud - oppidum gaul. Uxello-dunum / Ussel, Uzel & *uhel* : Haut-fort des Cadurques / *Cat-turci-* > Cahors) =  
**ISSOU** (NL 78 < uxello gaul.-celt. : haut *uhel*) =  
**ISSOUDUN** (NL Creuse, Indre < gaul. Uxello-dunon Haut-fort – gall *uchel*, irl *uasal* & *dun*) =  
**ISSU,-E** (11° pp exire - lat.; NP *ien* < genos ; GR *savet a lec'h isel* – issu d'un reproducteur etc.)  
*A-ZIWAR* : *a-ziwar logod (ne vez ket razh / a-ziwar gi ki, a-ziwar gazh kazh), (savet) a-ziar (ub Wi<FL)* ; (cousin) issu de germain (GR) *kevenderv m.-irvi (& kevniant-ed arrière-petit cousin)*  
**ISSUE** (12° < pp ; C. *if fu* = exit, GR *içzuenn* & *un içzu mad / leur-guær*, à l'issue du dîner *divar fin lein* & ALBB n° 535 cour / de ferme – issue & NL : *ar reper ag al leur & gwiler, rakkêr, leurgêr / leurgeur*) *IS<sup>S</sup>U / ICHU* f.-ioù (tous sens), (lieu & Issue - Cad. Go) *IS<sup>S</sup>UENN* f.-où (Plourac'h<DG parcelle de champ souvent mouillé qui appartenait au village, à peine un journal de terre / NL Haute Bretagne La Belle-Issue) ; (fig.) *DISOC'H* m.-où (E-Ph-Prl), *FINIS<sup>S</sup>AMANT* m.-où,-choù : *ur fin(is'amant) a ranker kaout (Ph & finvezh-ioù - diwezhañ fins, & drougziwezh), (& métonymie - fig. / sens divers) RUILH* m.-où : quelle en sera l'issue ? *petore ruilh a ray ?* & l'issue ne fait aucun doute *kaer goût petra 'c'hoarvezo* ; (issue de mouture < us) *UZIEN / UZION* pl. ; (de boucherie) *DEPOUILHAJ* m.-où,-choù (*sall*) ; à l'issue de *ÀR-LERC'H* : *àr-lerc'h an eured* & à l'issue de la messe *diar saù an oferenn* (W), (parf. - à l'issue de...) *A-HENT* : *a-hent ur frapad* ; sans issue *DALL* : (voie) *hent dall* & NL *Park Born*  
**ISSY** (NL Icciacus < gaul. ico pic & -iac-) > IS  
**ISTHME** (16° < lat.-gr ἰσθμός ; GR *stryz-douïar Rehuis / Sarzau - Rhuys & Sarzeau - Wu*) *STRIZH-DOUAR* m.-où (*stec'henn douar*)  
**ISTHMIQUE** (ad.) *STRIZHIK\**  
**ISTIQLAL** (الإستقلال) : *istiqlâl* > *istilèl* Liban = indépendance – parti & rue etc.) = *an Istiqlal*  
**ISTE** (latin *istum* : cela ; gaul *ison* : *axat ison* emmène cela D 162 < Dottin - Imp.S3 / *aet se* !)  
**ISTRES** (NL 13 / Istro 11° < isara NR gaul. / var.) =  
**ISTUM** (lat.) > ISTE  
**ITAGUE** (Mar.) *ETAK* m.-où  
« **ÎTE** » (gallo : huître) *ISTR / ESTR (Arvor W)* coll.-enn / *istri* (variétés & cf. Go > istr.com)  
**ITALIANISANT,-E** (20°) *italianeger* m.-ion f.1  
**ITALIANISER** (16° - calq.) *italianegañ,-iñ (ud)*  
**ITALIANISME** (16°) = *italianism* m.-où  
**ITALIE** (NL < Italoï : petit peuple - BS / Latium, Roma ; C. *Italy*, GR *an Italy, bro-Italy* : faire le voyage d'Italie *monet da vro-Italy*) *ITALI* (Ph) : *beteg an Itali* (trad. - 'Italia' semble exotique)  
**ITALIEN,-NE** (13° ; GR *Italyan,-ès & e qiz Italy* à l'italienne / *mod 'n Itali*) *ITALIAN* ad. m.-ed f.1 : *an Italianed a vez a' mod-se* (Ph) ; (lang.) *italianeg* m. /-ek\* (ad.)  
**ITALIQUE** (Antiq.) = *pobloù italik & (hen) Italia* & (lettres) = *en italik* (C. / *Italy* & *italic* & GR) *lizherennoù italian / stouet*  
**ITEM** (20° < angl. / lat. & idem – C. *item*) = *un item all* (m.-où) & différents items *lies tra (& hini)* & cf. NF *Item / Intem...*  
**ITÉRATIF,-VE,-MENT** (15° < lat. *iterum* : derechef – Mat.<JM) = *iterativ(el)* & (*da adveaj* (T)  
**ITÉRATION** (15° < lat. / vb - ie – Mat.<JM n.vb. : *un iterañ* ; (parf. T) *ADVEAJ* f.-où (& *adwezh, adlavar / azlavar-*)  
**ITÉRÉ,-E** (pp < lat. vb *iterare* < *iterum* - derechef / *itara* sanskr. - autre) *iteret* & (n. – Mat.<JM) : un itéré = *un itered* (m.-où) & une itérée > *iteredenn* f.-où (Mat.<JM)  
**ITÉRER** (15° < lat. - Mat.<JM) = *iteriñ* (& cf. T (à réitérer – aux boules *da adwezh* ! / *ADO<sup>B</sup>ER*)

**ITINÉRAIRE** (14° hapax < iter - bas lat. : chemin ; GR *roudenn* : *cetu amâ va roudenn dre scrid & pedenn ar veach*, LC *Ma Beaj Jeruzalem* 1901) **ROUD** m. -où & coll.-enn-où : *pehini eo ar berrañ roud ? & par quel itinéraire (dre) bedre eh it da Sant-Ewan ?* (W<GH *pe dre hent ?* par quelle route ? / *dre be lec'h & b'le...*) & l'itinéraire d'un traître *pe-hent un treitour*

**ITINÉRANT,-E** (19° part.prés. < angl / lat. ; gaul.-celt. -56 'at atrebo aganntobo' par les pères itinérants & cal.Coligny / janvier : anagantio = non-itinérant < ag- vb a- aller, allant etc.) **BALEANTOUR** m.-ion f.1 (Ph & ad. *baleant*) : *ar valeantourien* ; maître itinérant *mestr baleant* ; (agri)culture itinérante *trevad baleant / war vale*

**ITOU** (17° dial. / atout : et tout) **HA-TOUT** : *i ha-tout* (& déjà - E), *degoue't 'tout* (déjà arrivé ! - Mael-C. Ku<DH / ALBB n. 344 Wu) **HA-RA<sup>C</sup>H**, **UR SORT** : *ha me ur sort* /o'sɔrt/

**ITURBIDE** (NL basq. – NF *iturri* fontaine & *bide* chemin) =

**IUFM** (sigle anc<sup>t</sup> > Espe : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation) *Skol-stummañ mistri* (*Sant-Brieg* & cf. CFEB *Skol ar Gelennerien*)

**-IUM** (lat. / celt -ion : Vorgium - Carhaix < *Uorgion*)

« **IV** » (arg. beur « kiffer la iv » < VIE *BU(HEZ)* & cf. NF Buhé / /'buhe/ - E) > *bourr g'ar vu'*, & sa 'iv' > *e vu' / e damm bu<sup>hez</sup>*)

**IVE** (1 - 15° : petite ive, ivette – gaul.-celt. *iuos / ivos* - if & Iffs NL 35) **IVIN BIHAN** m. (& coll.)

**IVE** (2 dial. = ève - Poitou > NL) > EAU

**IVETTE** (& NR) > IVE

**IVO-** (NL Ivoex, Ivoray gaul *ivos / ivo* - var. Ku bourdaine *evor*) =

**IVOIRE** (12° < eborus lat. – gall *asgwrn eliffant* ; GR *olyfandd*) **OLIFANT** coll.-enn ; Côte d'Ivoire *Aod an Olifant* (ساحل العاج : *sâhəl əl-'âj*)

**IVOIRERIE** (17°) **OLIFANTENN** f.-où

**IVOIRIEN,-NE** (*unan*) *eus Aod an Olifant / Ivoarian* ad. & m.-ed f.1

**IVOIRIER** (14° - dér.) *olifantour* m.-ion f.1

**IVOIRIN,-E** (16° - *livioù*) *olifantenn*

**IVOY** (NL Cher & Livoye 50, Yvoy 41 < *Iuetum* gaul : *iuos* : if - D.) =

**IVRAIE** (13° < lat. popul. / *ebriacus & ebrius* - ivre ; gaul.-celt. *draua* - céréale préhistorique - D. & *drauoca* dér. ; GR *ivroie dreaucq*) **DRAOG** /dro:gk/ (Ph) / **DREOG** coll. : *an draog e vez mezo° ar saout hag ar c'hezeg diwarno* (T<JG), (C. *Yuray*) **IVRE** m.(-où) : *geot ivre* (Big. / W *be<sup>h</sup>in ivre*) & séparer le bon grain de l'ivraie *dispartiañ ar pell diouzh ar greun* (& *gran* - W & E-Go...)

**IVRE** (12° < *ebrius* lat. / e- & *bria* - hors mesure ? ; gaul.-celt. *meduos & théon*. *Medua*\na, v-irl *medb / Medhbh*, gall *meddw* ; C. *medu*, GR *mezo, mezves*) **MEZV\*** / **MEZO°** / **MEZW<sup>e</sup>** ad. & f.1 /mèò/ (usu<sup>t</sup> / attribut) : *mezvez 'oa-hi* (Pll / *ur plac'h ve'o*) & ivre-mort *mezv-dall / mezw-du*, & *mezw du-dall, mezw-mik-dall, mezo°-dotu* (T<JG / Li<YR) *mestal-put / TAL-PUT* ; un peu ivre (GR *mar doun dreau ne doun qet meau*) : *mar'd oun drew ned oun ket mezw<sup>e</sup> / brizh-vezv\** (& *gou(r)vezw, krak-vezv, rouz-vezv* ; arg.Tun. 19°<NK *sou(r)silh*, & *sifernet, peurzallet* T<JG, Prl *lipet mat dehoñ / divo(e)m & kras / loufog* Li < YR & alcool fort Ki<PJH ; à moitié ivre Li<YR *hanter-yan / a-zindan* ; Mendon W<Drean *hanter-vezv : sañson, ha be zo c'hoazh pikek e-raok = piket, sañson, mezv, mezv-dall ha loenet pp*)

**IVREA** (NL It. / Turin epo-redia - gaul.-celt. - course à cheval) =

**IVRESSE** (12° ; C. *mezuynti*, GR *mezvydig<sup>u</sup>ez*) **MEZVADENN** f.-où / **MEZVENTI** f.-où (& alcoolisme), (& fig.) **MEZVAMANT** f.-où : *an dra-se eo ar vezvamant*

**IVROGNE,-ESSE** (13° < lat. popul. ; gaul.-celt. déesse *Medua* & v-irl *Medb & Medhbh* irl - ie / sanskr. *Madhavi* D. ; GR *mezvyer*) **MEZVIER** (& *meoier / me<sup>c</sup>her*) m.-ion f.1 : *Son ar mezvier, ur mezwier sort-se & ur vezverez / mevourez* (W / Li *mezvier, mesfier & mecher / penn-mezw Ph / penn-boesson !*, T<JG *traou mezo & lonker brein, sac'h gwin, toull-sistr, sistraer, penn-jistr, bambochour, fri-sivi, karg-e-doull, soursilher*) = *ivrogne poumet* (Li<YR / *mecher* < Landunvez) & (avalant son foie) *lounk-e-avu / sac'h-lounk, sac'h gwin, sac'h jistr !*

**IVROGNER** (GR *mezvi ha divezvi / mezvezi'* - au fém.) =

**IVROGNERIE** (14° ; GR *mezvinty, meüereh*) **MEZVIEREZH** m.-ioù (W *mezverezh & ivragnerzh* – *droug sant Martin* - trad.)



**IVRY** (NL Eure, Oise & Evry 91 < Eburiakon : *eburos* bourdaine / if < iuos – D 134, cf. NP Yves) & Moulin d'Ivry (22 – gallo) =  
**IWAN** (prénom var. Yves < *Eu-den* LF > *Eozen* / Abeozen NF L, *Erwan*, *Ewan*, *Ewen*, *Youen* & NF Youinou, & Are-Bd *Yeun* / *Cheun*) =  
**IWÂN** (persan *iwân* salle – Archi.) =  
**IXER** (film – 20°) *lak' (filmoù) da X*  
**IXIÈME** (& (é)nième etc.) *Xvet (& 7vet gwech – warn-ugent) & an Xved* (m.)  
**IXODE** (18° < gr *ἰξός* gui & glu) *TARAG* coll.-enn (& var. *teureug* / *TEURK* m.-ed)  
**IZÂR** (tablier, voilure etc. : couvrir d'un 'izâr' إزار vb / ازر : dos) =  
**IZARRA** (liqueur basque < *izar* étoile / Isara NR gaul. impétueuse / fer- > Isère & Isar, Yser / *Ster ĩer*, *Yar - ster eus aod Treger*) = *izarra*  
**IZBA** (russe) > ISBA  
**IZELLA** (NL : Kerbrat *izella* / *uhella* & NP école publique de Carhaix près de la gare : instit' à Izella = Inférieur,-e & d'en bas - ou à Huella < *skol Uhella* / *skol*) *Izella* = *IZELLA*°  
**IZERNAY** (NL 37, Yzernay 49 & var. - isarnon gaul.-celt. > *iron* & *Eisen* all. & germ. < celt. – ie D 162 \*esr-no- sang / fer oxydé) =  
**IZERNORE** (NL Ain 01 < Isarno-durum gaul.-celt. : portes de Fer & cf. Isarnodori 8°) =  
**IZERON** (NR & NL Yzeron 38... / Iséran & Isar, Yser etc. - isara gaul.-celt.) > ISÈRE.